



Ra vez meulet Jezuz Krist !

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Goueliou ar miz.....	1
Lizer-meur hon Tad Santel ar Pab Pi XI.....	3
Ar spered a binijenn	4
Sonjitz ervad	5
En Otro Sant Erwann.....	7
Fioretti pe Bleuniou Sant Fransez.....	7
Gouëchement evit kenyreudeur Trede Urz Sant Fransez	9
Ar plac'h evurus Loeizan Albertoni.....	12
Lourd, katekiz heo.....	15
Induljansou an Trede Urz.....

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c. : 46.28 NANTES

Priz daou skoued peb bloaz.

MIZ GENVER

1 Sadorn ..	EIZVET GINIVELEZ HON ZALVER JEZUZ-KRIST. — A.J. — I.P.
2 Sul	Gouel Hano Santel Jezuz. — I.P.
3 Lun	Eizvet Sant Yan Avielez.
4 Meurz	Eizvet an Imonasant Santel.
	PLAC'H EURUS ANJELA A FOLIGNO, EUZ AN TREDE-URZ. — I.P.
5 Mercher..	Vijel ar Rouane.
	DEN EURUS ROGER kovez euz an Trede-Urz.
6 Yaou	GOUUEL AR ROUANE. — A.J. — I.P. — I.P. all o renevez er Brofession.
	DEN EURUS CHARL A SETIA, kovezour euz an Trede-Urz.
7 Gwener ..	DEN EURUS VAZE, Eskob, ha kovezour euz ar Chenta Urz
8 Sadorn ..	Ofis an eizvet.
9 Sul	Gouel ar Familh Zantel Jezuz, Mari, Josef.
10 Lum	DEN EURUS GREGOR, Pab, euz an Trede-Urz.
	DEN EURUS EJIN, kovez, euz ar Chenta Urz.
11 Meurz	DEN EURUS THOMAS A GORA, kovez, euz ar Chenta Urz.
12 Mercher..	Doch an eizvet.
13 Yaou	Eizvet Gouel ar Rouane.
14 Gwener ..	S. Hilair, eskob, kovez, ha doktor.
15 Sadorn ..	S. Pol, kenta ermit.
16 Sul	Eigvet Sul goude ar Rouane. S. BERARD HAG E GOMPAGNUNEZ, merzerien enz ar Chenta Urz. — I.P.
17 Lun	S. Anton, abad.
18 Meurz	Kador S. Per en Rom.
19 Mercher..	DEN EURUS BERNARD A GORLEON, Kabusin. — I.P.
20 Yaou	S. Fabian ha S. Sebastian, merzerien.
	PLAC'H EURUS EUSTOCHA, gwerc'hez euz an Ell Urz.
21 Gwener ..	Santez Agnes, gwerc'hez ha merzerez.
22 Sadorn ..	S. Visant ha S. Anastaz, merzerien.
23 Sul	Triceet Sul goude ar Rouane.
24 Lum	S. Timothe, eskob ha kovez.
	PLAC'H EURUS GAMBARA, infantvez euz an Trede-Urz.
25 Meurz	S. Pol, gonezet d'ar fe.
26 Mercher..	S. Polykarp, eskob ha merzer.
27 Yaou	S. Yan Erysostom, eskob ha doktor.
28 Gwener ..	DEN EURUS Odoric, kovez, euz ar Chenta Urz. — I.P.
29 Sadorn ..	S. FRANSEZ A ZAL, eskob, kovez, ha doktor, euz ar Vreuriez Korden Sant Fransez Asiz.
30 Sul	Pemaract sul goude ar Rouane. SANTZ HSAYINTH MARISEOTTI, gwerc'hez euz an Trede-Urz. — I.P.
31 Lun	PLAC'H EURUS LORENZO ALBERTONI, infantvez euz an Ell Urz.



Lizer-meur

hon Tad Santel ar Pab PI XI

D'AN HOLL BATHIARCHED, ARC' HESKIBIEN HAG ESKIBIEN KATOLIK, DIWAR-BENN AR 700^e BLOAVEZ GOUDÉ MARO SANT FRANSEZ ASIZ.

BREUDEUR ENORUS.

Ar Jubile bras, hag a vo galiet e c'hounid dre ar bed holl betek fin ar bloaz-man, en deus grët da eur c'halzik a dud fidel dont da Rom da netaat o c'houstians; o douget en deus ouspenn da veva muioch'h mui evel gwir grisitemen. Evit kreski ar vad a reas hag a ra c'hoaz ar Jubile, setu breman eun nevezent all ; dre holl e reizer gouelion kaer en enor da Zant Fransez Asiz a vez seiz kant vloaz just abaoe m'eo aet eus ar bed-man da levenez ar baradoz.

An den-man, hag a zo bet lakaet war an douar evit brasa mad an dud a veve en e amzer, a oa ken trubuilhus, ha muioch'h c'hoaz martze evit brasa mad kristien an holl amzeriou, ar Pab a oa en hor 'raok en deus her roet da zant patron d'ar re a boagn da zikour ar Relijon. Dereut eo eta, da gement hini en em ro d'al labour-man, en em unam a galon gant bugale familh vras Sant Fransez, evit kana e veuleudi ha digas da zonj eus e oberou hag eus e zantelez. E lec'h gwelet e Sant Fransez ar pez a glasker diskouez d'omp nevez 'zo, hag a ra plijadur d'an dud re droet gant traou ar bed-man, e raint kement a vo en o gallond evit dougen an dud vat da generet skouer diwarvan, ha da veva eveldan, hervez lezenn an Aviel, santel meurbet ha didroideill.

Al lidou, ar gouelion a vez savet epad ar bloaz, an holl brezennou a vo grët. Ni garfe e teufent, evel eun testeni eus hon doujans gwirion, d'ober enor d'ar gwir Sant Fransez, d'an den a zo deuet dre c'hras Doue d'en em zantelaat e unan en eur zantelet e nesa.

Sant Fransez skendenn hor Zalver Jezuz-Krist

A dra zur, ne veje ket deraat tostaat an eil ouz egile ar zent a zo er baradoz evit klask laret pehini anezo eo ar santela : holl int bet dibabet gant ar Spered Santel evid ober etonez an dud eur gefridi pe eul labour dishenvel. Ouspenn ma veje dies-tre barn kement-man gant fealded, e kollfemp hon amzer hag e

rafemp gwap ouz Doue, Tad an holl cent. Koulskoude, kredi a
reomp n' eus bet sant all ebet benveloc'h ouz hor Zalver Jezus-
Krist eget Sant Fransez, sant ebet hag en defe gwelloc'h egetan
lakat da skedi dre e vuhez ar zantelez merket en Aviel. Hen
hag a lavare beza Kannad ar Roue meur, n'eo ket heb abeg vat eo
bet anvet *eun eil Jezuz-Krist*, pegwir eo bet evit tud e amzer, bag
e chomo evit tud ar c'hantervejou da zont evel skeudenn wirion hor
Zalver Jezus-Krist. Abalamour da gement-se e vev hirio c'hoaz
dirak hor daoulagad, hag e vevo a-hed an holl amzeriou.

N'eus ket a dro, eta, da veza sonezet o kleyet ar re eus
e vugale o deus da genta dispieget e vuhez penn-da-benn, oc'h
anzav her c'havent re uhel ha re vrás, e pep doare, evit beza
eun den hepken; nag o kleyet ar Pabed, o deus darempredet anezan
ar muia, o tiskleria heb aon oa deuet Sant Fransez eus an neny
evit savetei ar bobl ha difenn an Iliz. Perak, ker pell amzer goude
e varo, en em blij c'hoaz kement a gristenien, ha zoken kement
a dud ha n'int ket gwir vugale an Iliz, o sellet outan hag o rei-
meuleudi d'ezan, nemet dre m'her gwelont hirio ker, skedus ha
gwechall, ha barrek dre e bedennou hag e skouer-vat da zigas
muoc'h a eirusted etouez an dud ? Gret en deus, e gwirionez,
vad d'ar bed holl, p'en deus laket da vleunia adarre, etouez ar
gristenien, feiz start ha buhez direbch, p'en deus laket da wri-
zienna domoc'h e darempredou an dud ar garantez hag al leaded.

Perak al lizer=man?

En abeg d'an nevezenti laouen-man, hon eus kredet oa mat ober eur zell, eur wech muioch'n, war vuhez Sant Fransez, evit lakat dirak daoulagad an duid fidel, gant ho skoazel, breudeur ker, ar pep gwella eus oberoù ha kentelioù Patriarch santel Asiz, evit dougen an holl da veva hervez reolennou Sant Fransez, a zo kenhen yvel ouz lezenn an Aviel. Kerzet a raimp ewle war roudon ar Pabed o deus gouarnet an Iliz en amzer dreinenet; rak, holl, ken alies ha m'o deus kavet tu, o deus gret meuleudi Sant Fransez.

Bremen ez eus tri bloaz ha daou-ugent, ar Pab Leon XIII en
doa skrivet eul lizer dispar diwarbenn ar 700^e bloaz goude ga-
nedigez Sant Fransez : atan eo en deus al lizer-ze kresket, dre
holl, devosion ar bobl e kenver ar zant, ba dre-ze gret vad d'eur
c'halzak a eneou. Ne welomp ket perak ne zigouefze ket kement
all er bloaz-man, ha gwelloc'h zoken marteze : an dud hirio a ze-
blant ober muioch'a stiad egod ar re a veve eun hanter kant vloaz
a zo, eus madou an ene; hag o welet breped muioch'mui n'heller
kaout gwir beoch', ha beva diniec'h, nemed en eur zistrei ouz
Doue, ar boblou en em laka da zevil o daoulagad warzu an Iliz
katolik, eyenenn wirion ar zilvidigez. Ouspenz-ze, talvoudus e
vezo tostaat goueliou grët evid enori Sant Fransez, a zesk d'eomp
ober pinijenn hag en un garet, ouz ar pedennou grët evit gouini
induljans ar jubile.

(da genderc' hel.)



Ar spered a binijenn

Eur ger ne blij ket kalz d'an dud eus hon amzer, eo ar ger pini-jenn. Piou a gar ober pimijenn en deiz hirio ? Ne glevier hanou bemdez hag e pep lec'h nemet eus leinou bras, dansou, festou a bap seurt. Ar Frans a zo paouroc'h eget arago ar brezel, eur-zamm die spontus a zo var he c'hein, hag evelato an dud a ra kalz munoc'h a zispignou eget gwechall, a bren dilhad kaer, a red en hent-houarn, er c'hirri-dre-dan, en em ro d'an debri ha d'an eva, evel pa vent paividik mor.

Komzit d'ezo eus lezenn ar binijenn pregeget ken alies gant Hor Zalver en Aviel, ne gomprendint ket. Lavaret e ve n'o deus morse klevet hano eus an Aviel.

Araok n'en em lakeas Hor Zalver da brezeg, sant Yann Vadezour, ar profed bras, an hini a voe karget da brepardi an hent d'ar Messias, a brezegas ar bimjenn e dezert ar Jude, hag e-mañ e reas pinijennoukaet, rak prezeg dre goniz n'eo ket awalo'h, ret eo prezeg dre skouer. — Ne eve ket a win, ne zebre nemet killeienraden, mel kavet er c'hoajou, evit gwiskamant en doa eur vantel graet gant bleo kanval hag endro d'e gorf eur c'hourz ler. Evelse e c'heille sevel e vouez da lavaret d'an dud : « Grit pinijem. Ar vouc'hal a zo o vont da skei var grizioù ar gwez. Kement gwezem non zoongo ket a frouez mat a vezò trouc'het ba stlapet en tan. »

Klevit brem an mouez Hor Zalver. Ganet eo er baourenteze, bevet en deus er baourenteze, labouret en deus gant sant Jozef ha beudez. Araok en eum lakat da brezeg an Aviel, e tremen daou-ugent derves en dezert, o yun beudez. Goudre beza gret evelse, e c'hell komz evel ma ra : « Ma ne rit pinijenn, holl e vezot kollet. » Deuet ouz da c'hervel ar bec'hieren d'an binijenn. »

An ebestel a gounzo evel o Mesri : « Grit pinijenn », a lavar sant Per d'ar Juzevien. Selaouit sant Pol : « Kastiza a ran va c'horf, e lakat a ran da bleaga d'ar spered, rak ne fell ket d'in, goudre beza prezeget d'ar re all, beza daonel va-man. »

An doktoerd eus an Ilez a brezgo evel Hor Zalver, skler eo. An impalaer Theodoz en doa diskouezet kals krisder o lakat d'ar maro kalz tud e kér Salonik. Gourdroutz e voe gant sant Ambroaz, hug an eskob a zifennas zoken ouz-an impalaer lakat e dreid en Ilez Theodoz, glac'haret holl, a deus da gaout sant Ambroaz, en eur lavaret : « Anzav a ran am eus gret eur pec'het bras; met fizians am eus elevato da veza pardonet gant Boue, p'gwiw en deus pardonet d'ar roue David. » Hag an eskob da respont : « P'gwiw hoc'h eus pec'het evel David, grit pinijenn evel David. »

Gwelet a rit, ar binijenn a zo ret evit paea dle ar pec'bed.

Evel ma lennomp e Prefas ar C'horai, dre ar yun, ar binijenn, ar spered a vez savet varzu Doue, an ene a vez santelleet, ar youlou fall a vez mougei.

Ya eur c'hristen, eur c'hristen mat, eur c'hristen a zo e hano en Trede Urz, a dle beza troet d'ober pinijenn.

Ret eo ober pinijenn. *Da genta* : evit paea hon die da justis Doue. Dre ar pec'hed hon eus ofanset Doue, dre ar binijenn e paeomp hon die, e c'hounezomp adarre karantez Doue. *D'an eil* : evit laza youlou, c'hoantegeziou fall ar galoun. Pa vez lezet ganto re a gabestr, e teuont da veza trech d'ar spered, ha neuze an den keiz a ruilh e fank ar pec'hed. Ret eo o lakat da blega dre ar binijenn. *D'an trede* : evit beza henvel ouz Hor Zalver Jesus-Krist. Hor Zalver a zo bet lammet digantan kement en doa, a zo maro var eur groaz o c'houzany ar poaniou kriza. Ne c'hellomp ket la-varet omp diskibien d'ezan, ma n'omp ket gouest eveldan da zougenn hor c'hoaz. Ne c'hellomp ket gedal beza kurunet gantan, ma n'ez comp ket var e lerc'h dre hent ar c'halvar.

Hent ar binijenn, hent ar Groaz eo an hent a gas d'ar vuhez peurbadus e gloar ar Baradouz. J. U.

Sonjitz ervad

Ar c'henta eurusted hen deus hor Salver Jezus desket d'comp.

I. — *Sonjitz* : eun deis hor Zalver, o velet bodet en-dro d'ezan eun niver bras a dud, deuet da zeskant hent an env, a lavaras d'ezo : « Eurus ar re baout a galon, rag dezo e vezou rouantelez an env. »

Evit eur c'hals tud beza paour a zo beza eur reuzeudik; evit hor Zalver paquarentez a dal eurusted. Gant piou ema ar wirionez ? Gant an Aviel pe gant tud ar bed ? Hor Zalver a zo Doue, ha Doue ne fazi ket, ar pez a lavar a zo gwir, kredit eta e c'heller beza, war eun dro, paour hag eurus.

II. — *Sonjitz* : an dud paour a spered hag a galon eo ar re a zo distag dious traou ar bed : d'ar re-ze eo, e lavar Doue rei an eurusted. Eurus e c'hell beza ar paour, rak e spered hag e galon dibred gant madou an douar, a c'hell en em rei holl da Zoue.

Daoust ha c'hwiazo a zo paour a galon ! Mar d'eo o kalon stag ous an danvez n'oc'h ket paour hervez an Aviel, hag awalc'h eo evit miret ouzoc'h da veza eurus.

III. — *Sonjitz* : pegen karet eo ar paour gant Doue ! Lavaret a ra e roi d'ezan ar baradouz, hag e gwirionez, danvez ha madou an douar, penn-kaos da gement a dud da gweza er pec'hed, ben lez discours-kaer. Hag avi hoc'h eus-hu deus eurusted ar baradouz ? Bezit paour a galon hag e c'hounezoc'h an eurusted-sé,

Daoust hag ar zantelez war an douar, hag eurusted ar baradouz er bed-all ne daivezon ket holl vadou an douar !

Evit o c'haout bezit paour evel ma c'houien an Aviel beza paour. G. S.



En Otro Sant Erwan

E vue — e oberou — e viraklon

KENT-SKRID

Landreger !

« Felix natio, felix regio !... »
(Ouis Sant Erwan).

Savet war diribin eur grec'hen vihan en traon pehimi ec'h en em gav an eil gant eben teir ster, ar Jaudy, ar Guindy ha ster Treger, tost d'ar mor bras a glever o trouzal pa c'houez krenv an avel, Landreger a zo eur gerig koant, eur gerig dudius. Enni e vev bodet holl tro-war-dro d'eun iliz-veur dispar, tremen tri mil a dud.

An dachenn douar ec'h eo savet warni ar ger he deus evel tri c'horn : ac'hane eo deuet d'ezo hec'h an : triec'horn, trekor pe treger. An hini diwezan a dree'has war an daou all ha diwezato'h e vev laket dirakan ar ger « Lan » o vean ma oa al lec'h-se pendra eun den a iliz (1).

Sant Tual a vev diazeour, tad ker Landreger. An den zantel a douaras da gentan e kichen Brest er bla 525. Seiz vla goude er bla 532, e tenas da brezek, en bro an Douonne, aviel Jesus-Krist. Roue ar vro, ar prinz Derok, eur c'henderv d'ezan, o vean goulenet digantan chom war e zouarou, Tual a assantas hag a dibabas evit e chomlec'h kree'h vihan Trekor. Eno e vevas gant e vev nec'h karet en eur manati kaer savet raktal gant Derok evit o digemer.

A nebedou an dud en em vodas endro d'ar venec'h madelezus ; an niver dionte a greskas er bla 850 pa arruas da veva eno eskop

(1) Hargast gant ar Zozou, Bretoned Broiz-Veur a drenze ar mor hag a diskenna a vandennou war douar an Arvor. Pep handenn a vije renet gant eur meistr : eur brezelour, sun eskop pe eur manach. Ar strolladou renet gant eur brezelour a vije hanvet « Plo », « Plou », pe « Pieu » hag ar re all « Lan ».

Bro-Dreger (1), ha dreist-holl pa voe adsavet ha kaëret an iliz-veur wardro 1350 (2).

Lan-Treger a chomas epad pell amzer, ken ma arruas an Normaned hag ar Zozon d'hen mastari en IX^e kantved, eul lec'h didrous ha sioul elec'h e c'halle ar venec'h pedi en oc'h eaz hag an dud, an dorfetourien zoken, (3) bevan en peoc'h.

Hirie c'hoaz Bro-Dreger — rak Lan-Treger en deus roet e ano d'eur rann-vro a-bez — a chom en spered an holl evel eun douar a chan, a diskui, evel eur minnih gwasket, evel eur baradoz elec'h e kav ar Vretoned frealzidigez hag eürusted.

**

Ha perag eur seurt kredenn diwarbenn Bro-Dreger ? O vean, a dra-zur, ma eo eur rann-vro goant meurbed; o vean ma eo ive, evel m'hel lavarer, bro ar gwiniz hag an trenvajou kaer; mez dreist-holl, a gredan, o vean ma ren warni eur zant hag eo eat dre ar bed ar vrud anezan evel zant ar vadelez, zant ar garante.

Sant Erwan, en gwirione, a ren war Bro-Dreger tremen 600 vla goude e varo. E ano a zo war an holl vuzellou, da bep kammed e kaver e skeudenn hag en pep tiegez e boltrad a zo er plas aenor evel eun arouez (4) a eurvad.

Hanvet eo bet melezour ar veleien, advokad ar beorien, skoazell an intanvezed, tad an emizaved. Hirie ni a roio d'ezan eun ano all, roet d'ezan pell 'zo gant ar Vretoned mez laket bremanive gant vikel Jesus-Krist hon tad zantel ar Pab Pi XI war ar gurunen guêr a zo a-uz d'e benn : **Patron hon Breiz-Izel.**

O Landreger ! pebez enor evitout kaout eur seurt rener ! A-uz d'it eman bepred evel eun heol lugernus hag a dreuz dalc'hmat ar c'hoummoul tenwallan. E keit ha ma vo Breiz Breiz ar Vretoned a ziredo da zaoullina war be ar zant karet a chom ken beo ennout ar sonj anezan ma venner e welet c'hoaz o vont dre da hentchou en eur bedi hag en eur ober vad.

Ia, o Sant Erwan, ho pugale ho kar. Koulkoudre eveldomp ec'h ouzoec'h eo krog ho Preiz da ziskenn.... Kouean a ra o vean ma neus ken enni a zent. Diskouezit eta d'ar bohl fiziet ennoc'h ar roudou heuilhet ganec'h, diskouezit d'ar Vretoned hent kaer ar zantelez :

« Adleret c'hoaz d'ho proiz, o ma Sant benniget
Eo red senti ouz Doue evit kât eürusted ! » (5).

J. C.

(1) Sant Tual eskop-kontan Treger hag un iskihien all war e lerc'h a veve diagent er « Goz-Yaudet » kost da Lanvion. Ar Goz-Yaudet a zo hirie en parroix Ploulec'h.

(2) Sant Erwan eo a grogas da gentan da adsevel an iliz veur er bla 1296 — An eskop Perrier a gendalc'has er bla 1339. Wardro 1425 e voe savet chapel an Duk ha daou douar neve. An tour dantelezen a welomp hirie a voe gret er bla 1785.

(3) Endro d'ar manatiou a vil lezet gwechall eul lodenn douar war behini an dorfetourien a c'halle beva en peoc'h e kichen ar venec'h, o vean ma sonjed e teuje ar re-man a-henn d'o digas a-neve war hent ur furnez.

(4) Arouez : gage.

(5) Gwerz Sant Erwan.



FIORETTI

PE

Bleuniou Sant Fransez

Troet diwar ar Galleg

Ha Gwerzaouet e Brezonieg

A dreuz hag a-hed, gant Potr Juluen

Diwar beg e bluam

a Sant Fransez a Asiz
a Gant Aon 'poac'hfe e viz,
a Deut 'ta d'hen skoazelli.
a Pa z 'eo vid ho meuli »

Kent-Skrid

En ano Jezus-Krist bet staget war ar groaz,
Hag en ano Mari, ar Werc'hez e vamm, c'hoaz.

El leor-man e keofer evel Bleuniou disper.
Serret a vozadou dre hent rust ar c'halvar,
A bleustras Sant Fransez, war seulion Hon Salver,
Burzadou a bep lion, ha d'o heul skoueriou kaer,
Skoueriou kaer Sant Asiz, pried ar Baourente,
Ha skoueriou e vrendeur, ken yé ha dec'h, hirie.

Vit meuli Mab Doue ez int het dastumet
E liorz Sant Fransez. Evel se bezet graet.

Kentan Pennad

Laromp breman, dioustu, laromp d'ec'h, krak ha kreññ;
Sant Fransez a Asiz, a renas, penn da benn
E peb stumun e vuhe, vel buhe Hon Salver;
Enni, aezet eta, dastumfomp Bleuniou kaer.

Pa grogas Hon Aotrou, e penn e Aviel,
D'e heul daouzek ane, teus an ebrestel.
Dibabet brao gantan, ha disket d'e abred,
Ober fae, hep damant, war holl madou ar bed,
Ma c'halljent eveltan, e kreiz ar baourente
Lakat ar vertuou da vleunian 'n o ine.
Sant Fransez war e lerc'h, e Urz c'hoaz o c'henel.
Daouzek a genvreudeur, setu hen da c'hervel.
Paour, distak o c'halon, diouz madou an douar,
Evid an dienez, d'e eun doujanz dispar.

Judaz, an abostol, milliget gant Doue,
Diwar bouez eur gordenn, a gollas e vuhe.
Unan eus kenvreudeur Sant Fransez a Asiz,
A na'has ar gwir Fe, a n'em grougas, ar briz !
Pebez kentel 'vidomp, ni galvet gant Doue
D'ar gwir evurusted, er Baradoz, eun de.
Siellomp en hon c'hreiz, siellomp start ha don
Doujanz evit Doue, izeldeed a galon,
Rak n'ez eus ket eun den, aman war an douar,
Da c'hallout rei e c'her, e peurgerzo hep mar
Beteg ar penn pellan, hed-a-hed an hent mat,
D'hen ambroug, de ha noz, grasou Doue an Tad.

Jesus pignet d'an Neny, setu an ebrestel,
Entanet o c'halon gant ar Spered-Santel.
Ken bras o santelez, ken kaer o izeldeed,
O lakat, dre o skouer, da chom manet ar bed.
War o lerc'h, evel-t-e, Kenvreudeur Sant Fransez,
Ar vertuou d'o heul, o skedi hep paouez,
Aboue an ebrestel, ne gavas den o far,
Da veva, evel sent, neblec'h war an douar.

Unan, anvet Jily, hag hen, evel Sant Pôl
E trivet barr an Neny, da n'em gaout a-greiz holl.
Fulup an Hirr, e vreur, ouz Izai henvel
A c'hlana e ziouweuz gant glaouenn ru an ael.
Jelyestr gomz gant Doue 'vel gwechall Moyzez,
Vel ma komz, daou vignon, dre ze 'ta hep enkreiz.
Bernez, eun tam'm denig, ken dister da welet
Oa eun den disket kaer, eun den lemm e spered.
Da zisklerian skler mat, an holl levriou santel,
Ken ampart ha Sant Yann, erer an Aviel.
Vel n'eur c'hoari, gantan, a denn askell a ye
Dre hent reiz, e spered, betek kalon Doue.
Ha setu ni bremant, ni arru gant Bufin,
Dijentil a Asiz, bepred seder, lirzin.
Eur sant 'reas outan Doue dre e c'hrason;
Hag arôk e varo, graet sant e Neny.

Setu aze penos, diskibien Sant Fransez
Skñilhas Doue, warne, bleuniou a santelez.

P. J.



Gourc'hemen evit kenvreudeur Trede Urz Sant Fransez

Etouez an oll genteliou roet da dud an Trede Urz gant o reolen, ez eus teir hag a dle bea komprenet guelloc'h en amzer vremen.

An teir gentel-ze, displateget freas, a dle lakat bugale Sant Fransez da zellet pisoc'h ouz doareou a zo eus o deveriou : e kenver Doue, e kenver o nesa, hag en o c'henver o unan. Red eo d'ezo, hirio muioch eget biskoaz, beza feal d'an deveriou-ze.

DEVERIOU E KENVER DOUE

— Doue a zo e pep leac'h. Hon Tad Sant Fransez a ouie mat e gaout en oll grouadurien.

— Doue a zo, e guirionez, er zakramant meulet ra vezou eus an Aoter. Hon Tad en deus bet ato ar brasa resped evit ar zakramant-se.

— Erfin, Doue a zo beo en Iliz santel hag er Beleg. « An neb ho selau, am zetaou-me; an neb ho tisprîj, am disprij me. » (St Lukaz, 10-16) Hon Tad en deus bet ato evit ar Beleg.... evit an oll veleien, ar vrasa doujanz hag ar vrasa sentidigez. « Red e oa, d'e zonj, aroak ha dreist pep tra, dero'hel, douja hag dirak an oll ar feiz en Iliz; n'eus ket a zilividigez er meaz diouz Iliz Rom. Leun e galon, a resped evit ar veleien, Sant Fransez e gare kalz kement tra a zelle ouz o stad. » (Thomas a Zelano — pajen 65).

Diouz ar c'homzou ze e tired, evit kement hini a zo en Trede-Urz, an never striz da henori Doue en e veleien, en eur zouja anezo hag en eur zenti outo ato hag e pep leac'h evit bugale dener, rak, evit Sant Fransez, « eus Mab Doue ne velan var an douar-man gant va daoulaazad nemet e Gorf hag e C'hoad konsakret ha rerevet ganto ha roet d'ar re all ganto ha ganto hepken. (Testamant Sant Fransez).

Arabat lavaret, evit lezel an never-ze a gostez, e c'hell beza beleien glouar e kenver an Trede-Urz, rak Hon Tad a lavar c'hoaz : « Ha p'am befe kement a furnez ha Salomon, ma kavjen beleien ha ne vent ket a du ganen, ne falvesfe ket d'in prezeg en o farrez eneb o bolontez. Me fell d'in o douja, int-hi hag ar re-all, o c'haret hag o henori evel va mistri. Me a fell d'in guelet enno Mab Doue ha dre-ze int ya mistri. (It.)

« An aotrou Doue en deus roet hag a ro d'in c'hoaz ar c'hras da gredi kement d'ar Veleien a vev a-unan gant Iliz santel Rom, ma 'z in atao da c'houlen sikour-diganto, abalamour d'ar merk laket var o ene gant sakramant an Urz. » (It.)

Reolen an Trede Urz a zo sklear ha striz var ar poent-se. Preenna

a ra he doriou ouz an dud dizuij. Ne dleer reseo en T.U. nemet ar re o deus ar voazamant da zenti ouz Iliz Rom hag ar Pab.

TRAOU D'OBER

1°) Arabat eo morse, var zigarez ebet, na barn eur beleg, na gwall-gomz anezan.

2°) Roi d'an oll Veleien, n'eus fors piou ez int, merkou eus ar vrava doujanz.

3°) Senti gant joa, evel pa genvene Doue E unan, ouz kement beleg en deus bet digant e Eskob quir da gemen d'eomp, ha digemeret evel eun honor kement servich a c'houlouen diganeomp.

DEVERIOU E KENVER AN NESI

Ar sklera merk eus Spred Trede-Urz Sant Fransez eo ar vadellez hag ar garantez birvidik evit an Nesa. An nesa hervez an Aviel, eo kement den a zo, memes an enebourieu.

Ar Reolen a gomz kement eus ar garantez a dle beza e kalon tud an Trede-Urz, ma c'heller kredi ne 'z eo bet savet nemet evit mad an Nesa. Hervez ar Reolen, karantez bugale Sant Fransez a dle tizout an oll, hag e pep doare.

I. Karantez evit ene an Nesa. — An daouzek *Pater, Ave ha Gloria*, savet e renk pedennou an Iliz, a laka memprou an Trede-Urz da gemeref perz e peden vras an Iliz evit an oll eneou dasprenet gant Jezuz-Krist. (*Reolen an T. U.*) Lavaret a c'heller kement all divar benn sakrifs santel an oferen a dle kenvredeur an Trede-Urz klevet an aliesa ar guella, ha divar benn ar pedennou great a unan er bodaegou misiek.... Bugale Sant Fransez a dle sikour an dud var o zremennyan da vont dirak Doue evel kristenien vat, ha pedi evit an Aanaon.

II. Karantez evit Kalon an Nesa. — Kenvredeur an Trede-Urz a dle dreist pep tra roi skoner vat. Bez o deus an dever striz da bellat diouz o zi pep danjer a bec'hed, ar c'hazetenou hag al levriou fall. Labourat a leont da viret ar garantez en dro d'ezo ha da lakat an unvaniez hag ar peoc'h da ren etre an dud, eleac'h ar beac'h bag an trouz. Evez mat a leont da deurel en o c'homzou gant son da roi skoner fall da unan bennak.

III. Karantez evit korf an nesa. — Eleac'h dispign o arc'hant e braigou hag e ebatou ar bed a zo o dever tec'het diouto, quir vugale Sant Fransez a roio brasoc'h aluzen. Red eo d'eo roi pa c'hellont, roi o c'h est bep bloa ha bep miz, roi ervez o danvez. Da betra 'zervicho an arc'hant-se ? Da genta, evel ma lavar ar Reolen « evit sikour ar re baoura eus ar Breudeur ».

Ar garantezse, goulenet gant ar Reolen, a dle mont var gresk dre m'en em asten dre ar bed spred Sant Fransez.

TRAOU D'OBER

1°) Kemeret ar voazamant da veza karantezus e pep doare e kenver oll vemprou ar Vreuriez.

2°) Poania da lakat er galon dousder, madelez ha karantez evit an oll, n'eus fors evit piou.

3°) En em roi a galon vat da oberou kristen ar barrez savet evit sikour an nesa, hag en oberou-ze klask al labour diesa.

DEVERIOU EN O C'HENVER O UNAN

Trede Urz Sant Fransez a zo da genta « eun Urz a binijen. » E guirionez, red eo gouzout en em zistaga diouz hor bolontez an hon-unan evit plega a genn da volonte Doue ha da volontezez an dud a zalc'h e blas eus e berz. Red eo gouzout en em zistaga diouz hor bolontez evit moustra var ar zantimanchou kasaüs a bella ac'hanomp diouz an nesa hag evit beza karantezus egiz ma 'z eo dleet. — Ar skiant-se ne ves ket tapet en eun devez; red eo poania d'he c'haout, en eur :

I. Gastiza ar c'horf. — Nebeut a reolennou kristen a glask kastiza ar c'horf kement hag hini an T. U. Ne fell ket d'ezzi e rafe bugale Sant Fransez prejou mat ha lipous; ne fell ket d'ezzi ec'h en em blijeant re en dibri hag en eva. Red eo yun diou vech ar bloaz d'an neubentia, ouspenn ar yumiou gourc'hennet gant an Iliz; ha c'hoant e deus e ve yunet aliesoc'h. En eur stourm evelse ouz an ioul o deus da re vaga o c'horf, kenvredeur an Trede-Urz a c'hell easoc'h eget den all ebet gwaska var an ioul-ze, pa zeo red o lakat da zervicha Doue hag an Nesa.

II. Kastiza ar spred. — Nag a zrouk great gant an ourgonilh oboron a drugarez ar guelle diazezet ha bleinet ! Eneb an ourgonilhze hag a ziskar an humilité kristen, n'eus ket guelloch'l louzou eget quelet kemmesket, a galon vat, en memes breuriez, ar pinvidik hag ar paour, an dijentil hag ar c'houer. Memprou an T.U. Tad a deu d'o quelet. Ober a reont ar bromesa-ze en eur vont eur Vreuriez. Prometi a reont da genta senti ouz Reolen an Trede-Urz. Prometi a reont da c'houde moustra var o spred prest d'en em zevel, hag ober ar binjen roet gant an Tad evit ar faotou great eneb ar Reolen. Eil kevren an trede pennad a c'houlen grons ar zentidigez humbl-se.

III. Kastiza an ioul da zastum. — An aluzennou brokus roet d'ar beorien a zo bet goulenet atao en T.U.; hon Tad, abalamour ma ou ar baourenteze e vertuz muia karet, a vez great anezan « *Pater bihan Asiz* »; ar Genvredeur a dle ober ho Zestumant kenta ma c'hellont. An oll draou-ze a verk da vugale an T. U. e tieont trei kein a genn da dech an avaristed.

TRAOU D'OBER

1°) Arabat tremen eun devez hep beza kastizet hor c'horf en dibri, en eva hag er c'housted.

2°) Stourm gant nerz-kalon ouz an tech da veza re gizifik a spe red, en eur zigeremet, hep klemm, ar gourdrouzou pe rebechou.

3°) Dioueret avechou eur braigou bennak evit gallout roi muioe'h d'ar beorien ha d'an oboron a drugarez.

F. G.



An de diwean a viz Genver

Ar plac'h evurus Loeizan Albertoni INTANVEZ eus an drivet Urz — (1474-1533)

Stouomp dirag an Drinded sanctel, leun a zoujans hag a izelder a galon, hag adoromp an Tad, ar Mab hag ar Spered Santel, 'n eur c'houlen digante pardon eus hon fec'héjou.

Goullomp digant Doue an Tad ma teurvo krenvát emmomp an izelder a galon, min-diaze au holl vertuion, 'n eur ziskoo d'imp izende skleroc'h pegen dister ec'h omp ni kronadurien, e kichen hon Chrouer, ha pegen fall ec'h omp ni, pec'hérien, e kichen Doue holl-vadelez.

Goullomp digant ar Spered Santel ma c'honezo birvidik en hon c'halonou tan a garante ha ma lakao en hon spered ha war hon muzellou ar zojonou hag ar c'homzou a blij da Zoue.

Goullomb digant Hon Salver Jezus ma teufomp da veyan en hon buo pemdeiek herve ar gélénnadurez a ro d'imp en Aviel. Ra blijo d'ean dreist-holl rei d'imp ar c'hras da gerzet war roudou ar plac'h evurus Loeizan Albertoni. Homan, eur plac'h eus an noblans vrás, a zo bet ret d'e tremen he buo e-touez an dud he renk, met, e kreiz an holl bechou stignet war he hent eneb d'he vertu, e klevas abred en zioulter hec'h iné dinam, mouez Hon Salver o laret : « *Gratia Dei in me vacua non fuit* », « *Gras Doue he deus gret em iné kalz a frouez a zilividigez* », ha ze kenkoulz epad an amzer he deus bevet evel bugel ha plac'h yaomank, evel epad an amzer tremenet er stad a briedelez hag er stad a intanvez.

I

Ar plac'h evurus Loeizan he deus bevet evel eur zantez
en he bugelerez hag en he yaouankiz.

An ineoù glan, adalek ma santont c'houez ar plijaduriou direiz, a dro gant heug diwarne o sellou, o spred hag o c'halon, « Evit an ineoù sanctel ze, merket ha dihabet gant Doue, ar bed, herve larvar eun den gwiziek, a zo eur prizon elec'h emaint evel en harlu. » Ha mar geo ret d'o c'horfou chom war an douar, o c'halon a ninj war diweskell ar beden hag ar garante beleg dor ar Baradoz. Ha Doue a ro d'e da intent e kavfont anean tost d'e war an douar, rag eman en peb hini eus o nesan, hag ar vad a refont d'an dister an e c'hoz eo d'ean e-unan o devo gret ar vad-se. Setu perak

— 13 —

Loeizan, hag a oa unan eus an ineoù glan-ze, a roas d'ar beorien gant largente alizennou : arc'hant, boed ha dilhad evit ar c'hoef, hag aliou mad ha pedennou evit magadurez an iné. Met gouzout a re ive nan allje ket karet he nesan evel ma oa dleet na stag anean ouz Jezus He Salver nemet herve ar muzul 'n em zistagfe hi da gentan diouzh hec'h unan ha diouz ar bed. Hag e klaskas muioch mui, dre ar pimijennou, kaout an trec'h war he zechou fall.

Doue a lezas da ziwan en kalon Loeizan ar c'hoant da veyan en stad ar briedelez, rag fellout a re d'e Vadellez rei dreizi d'an noblans eur skouer bed a ziskje d'ar priejou heuilih ha doujan lezennou ar briedelez.

II

Ar plac'h evurus Loeizan he deus bevet evel eur zantez
en stad ar briedelez.

« Stad ar briedelez, eme Sant Bonaventur, a zo ennan evit ar priejou tri dra vad : ar fealdest, da bellâr ar pec'hed; bugale, da greski niver ar c'halonou a gar Doue, hag ar Zakramant, da zer'chel skoulnet beleg ar maro al liamm etre an daou bried ». Loeizan a gomprenas evesle ar briedelez : ar peu'h hag ar vue vad a renas en ti; he den, elec'h he gourdrouzi, azikoue anei da ramman etre ar beorien hec'h alizennou hag a roe d'e amzer da bleal gant he devosionou. Evurus ar c'halonou hag eman kante Jezus a stag an ean an eil ouz eben ! An amzer na ra neuze nemet kreski enne ar garante.

Doue a roas d'an daou bried sanctel ter blac'h. Lakat a rejont o holl breder dazikour ar vertuion hadet en me ar yugale-ze dre ar vadeiant da ziwan en o c'halonou, bep ma kreskfent; hag evit kas da benn o labour, e kemerjont, en o zi, an doare da veyan herve holl gizion an tiegezou kristen. Kement a istim o devoa evit glanded ar bugel, ken e vije bei gwelloc'h gaunte gwelet ane o zer astennet dindan o nun-bez evit kouet er pec'hed marvel.

En kement-se na rent nemet heuilih reolennou an Drivet-Urz. Ya ! en gwirione, an Drivet-Urz a zigasfe ebarz an tiegezou ar vue gristen-hag ar zantelez. Ah ! ma c'houeve ar bobl kristen ; hag evit karje ive ! ar bed holl arc'hooaz a vije benet er zantelez. Leon XIII a lare da dud an Drivet-Urz : « Sant Fransez, d'e amzer, a oa galvet gant Doue da adneveut buo ar bed; ac'hanta, en hon amzer ni, ar gwad neve an neus ezomm ar bed a vo roet d'eant gant an dud a zo en Drivet-Urz ». Hag ar Pab a achue e brezegen war ar gir man : « Pedi hag aspedi a ran ar gristenien holl da lakat o hano war roll an Drivet-Urz : eno eman, e-touez an dud, gwellan soudarded Jezus-Krist ». III

Ar plac'h evurus Loeizan he deus bevet evel eur zantez
goude maro he tried.

Goude maro he den, Loeizan, evel gwejall sanctel Melani, a stouas ouz troad he c'hrus'h hag a larns : « Jezus, o ma Doue, pegen evurus e vin breman, pac'h eus temjet diwar ma diouiskon eur zamm ken pouanner, o servijin anoc'h ha hini all nemedoc'h ».

Adalek, koulz laret, ma oa dihun he spered, Loeizan a oa bet dalc'hmad en he sonj 'n em rei holl da Zoue; pa deuas ar maro da skuban he den, e kreiz e n-oad, eo'h adkavas hec'h holl frankis da vevan herve he c'hoant.

Dindan lagad an O. Doue, e kastie he c'horf dre ar brasan pinijennou : alies e iune; kousket a re war ar c'halet, ha 'n em skourjeant beteg ar gwad. Pa vije laret d'ei kaout muioc'h a zouzder evit he c'horf : « Penoz, emei, e c'haller bevan hep gouzant poaniou, pa weler korf eun Doue e pign ouz eur groaz ! »

Pebez karante na ziskoeas ket evit ar beorien ! Ober a re hi hec'h unan an nebeutan ma c'halle a zispignou da zerc'hel he zi, evit kaout muioc'h da rei d'an dud ezommek. Kavout a re alies an tu d'ober d'è aluzen hep goût d'e : ha meur a wej he kuzas pezioù aour e kreiz tuzion bara, evit na vije nemet Doue test eus he madelez. Gouzout a re ive, 'n eur rei hec'h aluzen, kemer peurz en anken ar beorien hag en o foaniou; eur gir a drue kouet diwar he muzelion a zigore d'ei ar c'halonon, ha neuze e c'halle ober vad d'an ineoù.

Met he brasan preder a lakaas da zikour mere'hed yaouank dilezet Ksar Rom : labour a gave d'e, kelen a re ané, diwall a re ané eneb pikou ar plijaduriou fall, ha pa o dije c'hoant da zmei, e roe da bep himi hec'h argourou.

Meulet ra vez Doue da vean savet dre zorn Sant Fransez eun Drive'l-Urz hag a zo bet gret ennan ha dreizan kement a frouez a zilvidigez ebarz ar bed !

Peden. — Roet d'imp, o ma Doue, ar c'hras da dremen hon holl vue en ho servij ebarz ar stad dibabet ganech' evit peb himi anomp. Gret ma vefomp fidel d'ho lezen santel, evit ma c'halfomp, goude hean distaget hon c'halonou diouz plijaduriou ar bed man hag a dremen ken founus, stagan ané ouz madou ar Baradez a bado da viken.

Menoz. — Adalek oad tener ar yaouankiz, n'ankouain biken e tlean renti kont da Zoue eus an holl c'hrasou am mo het; klast a rin, e-luont, dastum hemde meritou benn ar vue all.

Boked. — Kemeromp evit boked an himi a blije kement d'ar plac'h evurus : « Penoz e c'haller bevan hep gouzant poaniou, pa weler korf eun Doue e pign ouz eur groaz ! »

E. B.



Lourd, Katekiz beo

AR CHATERIZ BEVET E LOURD — Miz Mari
gant an aotroned Duplessy ha Marchand

Ar pec'helin o tigouezout e Lourd a gav var e hent eum hospital, hospital Bernadett. En hospital-ze eo e tremenas Bernadett meur a vloavez eus he huez; ennan eo e reas he fask kenta. Setu perak e virer ennan meur a dra hag a zigas da zonj eus ar Plac'h Eurus.

Etouez an traou-ze ema katekiz Bernadett : el levr bihan-ze dispeget dirazi hag evel pasket d'ezigant he beleien eo e teskas Bernadett anaout, karet ha servicha Doue. El levr bihan-ze e kaver pep tra : eun Doue; eun Doue hag en em emell ouz ar bed, eun Doue e tri fersoh, an elez, an den kouezet er pec'hed, Mah Doue en em c'hreat den en hon touez evit hon dasprena, ar Verc'hez gloriouz Vari e vamm, eur Zalver o tiwaska poan hag o sevel eus a varo da veo, an Iliz, finveziou diveza an den.... en eur ger, kement guirionez a dileomp da gredi.

El levr bihan ze e kaver pep tra : kement tra hon deus d'ober : hon deveriou e kenver Doue, e kenver ar Verc'hez hag ar zent, e kenver an nesa, gourc'hemennou Doue ha gourc'hemennou an Iliz.

El levr bihan-ze e kaver pep tra : ar pez a zikour ac'hantomp d'en em zantia, ar beden, ar zakramanchou, dreist-oll an daou zakramant a dle skoazella ac'hantomp var an hent teuc'h a gas eus an douar d'ar baradoz : ar binjen ha sakramant an aoter.

El levr bihan-ze e kaver pep tra : ar pez en deus sikouret anez, dre c'hras Doue, da dizout ar zantelez.

Pec'helin devot, kendalc'hit breman gant hoc'h hent. Hep dale, c'honi en em gavo el leac'h santel m'oc'h deuet da henori. E tollic an nor c'honi a velo un arc'hel Mikeal, izeloc'h kalvar ar Vretoned, pelloc'h c'hoaz ar Galon-Zakr, aotrou person Arz, ar Verc'hez kurunet, iliz ar Rozera; en eur vont larkoc'h c'honi a dremeno dirak ar pishinou (ar c'hibelloù) o deus pareet kement a glanvourien, dirak ar feunteunioù a lez da redek o dour burzudus; erfin setu c'honi dirak ar c'heo (grott), beniget. Hag a pep leac'h var hoc'h hent, c'honi ho pens kavet pec'helin, klanvourien, tud fidel a bep stiad, aman o kovez, aze o komunn, pelloc'h o pedi dirak ar Verc'hez; savit betek an iliz-veur hag e klefot o kana eun oferen. E pep leac'h, var zouar beniget ar Verc'hez, e pep leac'h e peder, e pep leac'h n'eus nemet oberou a drugarez.

Mat, an oll draou-ze a zo c'hoaz katekiz ! E Lourd ema kaer

katekiz ar bed oll. N'eo ket henvel, a dra-zur, ouz ar c'hatekiz a reomp e ilizou pe chapelou hor bro : mes, ar pez a zo guelloc'h, digas a ra d'eomp da zonj eus ar c'henta katekiz a zo bet great d'an dud, eus katekiz hor Zalver Jezuz-Krist e-unan,

Evel er c'hatekiz-se, Jezus-Krist a ra skol e Lourd hag a harp e gelennadurez var e viraklou.

Evel er Galile, katekiz Lourd a vez great koulz er meaz eus an ilizou hag en diabars.

Evel bremen 'zo ugent kantved, Jezuz a ro e genteliou e Lourd pa gav an tu d'o roi.

Katekiz Lourd, evel an hini great en dro da vor Jenezared, a diz, n'eo ket hepken ar vugale, mes ar re vrax; n'eo ket hepken an dud a gred evit kreski o feiz, mes an dud difeiz evit o digas d'ar virionez ma z' int tud a volonteze vat.

Eun dra c'hoaz : pa ree Jezuz Katekiz d'ar bobl, Mari a veze peurvia en e gichen o selaoù, o sonjal hag o pedi. E Lourd ived, Mari a zo aze, etouzez an dud fidel a ador he mab divin pa dremen dre hentchou al leac'h santel.

Penaos e vez great ar c'hatekiz e Lourd ?

Dre an oberou.

Er familhou kristen ar mammou a gont historiou kaer ha santel d'o bugale. Hag ar vugale, araoak ar skol gatekiz a oar hag a gar ar vertuziou a zo bet laket en o spered hag en o c'halon dre an historiou-ze.

E Lourd, n'eo ket ar vertuziou hepken eo vez desket evelse, mes ar c'hatekiz penn da benn. Ar veleien, mar kirit, ne ziskouezont ket en eur gentel ez eus eun Doue; mes Doue en em ziskouez e unan dre e viraklou. Ar veleien ne ziskouezont ket ema Jezuz gant e gorf, e wad, e une hag e zivinioù dindan spesou ar bara e sakramant an aoter; mes Jezuz e sakramant an aoter a zo meuliet gant ar bec'herned, pedet hag aspedet gant ar glanvourien, diskouezet dre ar miraklou a ra var e hent.

Evelse e ree Jezuz guech all er Jude hag er Galile. Evelse e ra bremen e Lourd. Kenteliou Jezuz eo a glaskimp, epad er miz beniget-man, lakat dirak ho taoulagad en envor eus ar pez a veler e Lourd. An dra-ze a vezos deski a nevez hor c'hatekiz dindan skeuden ha skoazel ar Verc'hez Gloriis Vari; an dra-ze a zigaso sonj da lod ez int bet o pardona e Lourd hag a lako e kalon ar re all ar c'hoant da vont betek eno d'o zro.

Bendez epad ar miz-man ni a velo ouz sklerijen Lourd eur gentel beinak eus ar c'hatekiz. Hag evel ma z' eo Lourd douar ar miraklou m a gonto bevech unan eus ar paredigeziou burzudus a veler eno hag a ziskouez ez eo prijet gant ar Verc'hez diskenn var an douar ha lakat he zreid beniget var zouar hor bro Franz.

SKOUER

PAREDIGEZOULOURD

Tost da zek vloaz ha triugent 'zo e c'hoarvez e Lourd traou burzudus hag a c'hell an oll da velet hep gallout o c'hompreñ. Tost da zek vloaz ha triugent 'zo e klever kazoñ e pep leac'h

ens klanvourien kondaonet gant ar vedisined hag a gay eliaz ar roe'h burzudus, gouda beza bet soubet er pisin pe beniget gant ar zakramant menet ra vez, baig a gay ar yec'hed en em taoñ, en despet da lezennou an natur ha da stad ar ouziegez an amzer vremant. Ar paredigeziou-ze ne c'hellont ket beza nac'het rak an oll, an dud difeiz evel ar re all, a c'hell beza test outo. Ar virionez eo ez eus bet guelet e Lourd, meur a c'hrigu-beo (cancer) o vont kuit, eskern torret oc'h en em staga, gouliou o kleizenna, tud dall o tout da velet, klanvourien en o zremeuvan o kaout ar yec'hed, an oll draou-ze e neubutoc'h a amizer eget ne za ganin d'hel la-varet.

An traou a dremen e Lourd, evel an oll draou harpet var destenion an dud, o deus atao kavet hag a gavo atao tud d'o difen gant kalon ha tud d'o dispenn gant kason. Evit diskouez ez int guir, an dud a feiz a vern testem var desteni. Evit o distruba an dad difeiz a vern gevier var c'hevier hag a embann a pep leac'h n'eus a viraklou nemet er sperejou treveliet. Etre an dud a feiz hag an dud difeiz ez eus tud dizeblant ha n'ouzon petra du zonjal.... Ar vedisined erfin, red mat eo bet d'ezo, evel tud deskel, en em lakat da zellat ouz an traou burzudus-se bag embann ar pez a zonjont outo.

Ar vedisined, en devez herio, ne vonsc'hoarzent ket evel guechall pa vez kouezet dirazou ouz paredigeziou Lourd. A dra zur ne zigemertont evel guir, hep beza o fonezet mat, an traou o velont o vont eneb o gouziegez hag o skiant-prena. Mes kompreñ a reont ez eo red teuler evez mat er paredigeziou burzudus evit guelet hag int a zo guirion pe faos. Ha setu perak e kichen em neubent medisined hag a gay easo'ch nac'h miraklou. Masabiel eget mont da velet ha da zeskil o-man, ez eus kalz muioch'h bag a fell d'ezo guelet ar burzudou-ze o deus klevet kazoñ outo.... Ha p'en em gav ar vedisined-man dirak eur bareanz trum eus eur c'blevned hag a grign ar c'hruc'henn, ar c'big hag an eskern, red eo d'ezo, neuze anzzav e ten ar bareanz-se eus eun nerz ha nema ket en hatur.

Lavaret hon deus e tau bep b'ozaz muioch'h-nui a vedisined d'ar buro hanvet e galleg « Bureau des constations médicales » buro hag en em garg da ziskouez ez eus paredigeziou dreist natur e Lourd. Epad tregont vloaz, abaoe ar bloavez 1892, ez eus het nao mil tri c'hant hag hanter-kant medisin o lakat o hano er buroze. Kement paredigezen en em gav en dro da zouar beniget ar Verc'hez a vez sellet piz outi gant tud hag a zo libr, henoret, deskel ha gouisek an o micher. An enklask en dro da heb pareanz a vez great var vel d'an oll gant medisined a bep kreden hag a bep bro. Pep medisin a c'hell lavaret e c'her ha netra ne vez embannet gouda an enklask nemet en em glevet e veñent oll da zougen ar memes testeni....

An testeniou-ze eta a zo din da veza kredet, harpet ma z'int var honor ha var ouziegez an testou.....

Mat, etonez ar paredigeziou dreist-natur-ze skrivet gant ar vedisined eo hon deus great eum dibab, ha kemeret histor unan outo evit pep devez eus ar miz; an oll skouerien-ze a ziskouezo skler eur c'haloud hag a zo dreist galloud an den, galloud an Hini a c'hell, pa gar, daonbenna oll lezennou an natur ha lakat ac'hannomp da blega dirazan, en eur ger, galloud Doue.

F. G.



Induljansou an Trede-Urz

O'lipenn an Induljansou merket e taoenn ar Zent, Breudeur ha Choarezed an Trede-Urz a c'hell gounid epad ar miz eun Induljans plenier pe eun Induljans vraz :

- I. — Ba ze asamble ar Vreuziezh.
- II. — Eun de all epad ar miz, d'an de a bijo da bep him.
- III. — Ar sul diwean ar miz, evit ober bende eur c'hard eur peden a galon (*oraison*).
- IV. — D'ar c'henta gwener ar miz, o 'n em voestia da Galon Zakr Jezuz lag o renevez ar Brofeson.
- V. — D'ar c'henta sadorn ar miz, o klevet an oferen en enor da Werc'hez Vari konsevet hep pec'het.
- VI. — Bende, o laret ar beden hanvet « Kurunen Bugale Sant Fransez ».

An Absolven jeneral

Evit gounid Induljans vras an Absolven jeneral eo red : kovez, komuna ha pedi 'vit hon Tad Santei ar Pab (5 Pater, Ave, Gloria Patri).

An Absolven jeneral a c'hell bean roet :

- I. — Er gador-gavez, goude ar govezion, dre eur bedennig verr, gant peb blelek, adalek ar mintin kent ar gouel, bete hanter-noz an ar diwean euz an eizved de warlerc'h.
- II. — Er mèz ar gador-gavez bepret dre ar beden vraz, eun de a-raok ar gouel, adalek kreiste hag epad ar zun warlerc'h.

Ar gommunion ive a c'hell bean graet de ar gouel, pe an de kent pe unan euz ar seziz de warlerc'h, heb na ve rekiñ ober aneiñ an de ma resever an Absolven jeneral. Gounid a rer an Induljans pa ve graet an dra diwean a zo gourc'hmenet. Hag evelse evit an Induljansou all.

Ali.

Eun Induljans n'hell bean gouneet, nemet evidomp hon-unan pe evil an anaoun.

Cum permissu Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Mouillerez En BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta

Miz C'houevrer 1927

Niverenn 2

Ra vezò meudet Jezuz Krist I
Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Gouelhou ur miz.....	17
Ar spered a binjem.....	18
Sonjitz eravad.....	19
En Otzo Sant Erwan.....	20
Buhez kaer eur sünmad (douger-sammou).....	23
Bleuniou Sant Fransez (eil pennad).....	25
Sant Konrad a Blezans.....	28
Choarezed an Trede-Urz, plac'hed an ilizou.....	31
Lourd, katekiz beo.....	32
Etrezomp	34

Rédaction et Administration
P. Théodore ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued peb bloaz.



MIZ C'HOUËVRER

1 Meurz Plac'h Eurus VIRIDIANA, gwerchez euz an Trede-Urz. — I.P.
 2 Merc'her .. GOUEL AR CHANDELOUR. — A.J. — I.P.
 3 Yaou S. Blaiz, eskob ha merzer.
 4 Gwener ... S. JOSEF A LEONIS, kabusin. — I.P.
 5 Sadorn ... S. PER BADEVOUR HAG E GOMPAGNUZEZ merzerien euz ar Chenta Urz. — I.P.

6 Sul Pempret sul goude ar Rouane.
 7 Lun Den Eurus YAN A TRIORA, merzer euz ar Chenta Urz.
 Tud Eurus RIZZINI, ELLA-MARI hag ANTON & STROGONE, kovezoured euz ar Chenta Urz.
 8 Meurz S. Yan a Matha, kovez.
 9 Merc'her .. S. Sirilli a Alexandri, eskob, kovez. ha doktor.
 10 Yaou Santez Skolatika, gwerchez.
 11 Gwener ... Gonel Itron Varia Lourd.
 12 Sadorn ... Ar sez Sant en deus zavet Urz ar Servijerien Mari, kovezouzion.

13 Sul Septuagesim.
 14 Lun S. Valentin, belek ha merzer.
 15 Meurz Den Eurus ANDRE A SEZNI, kovez euz ar Chenta Urz. — I.P.
 16 Merc'her .. PLAC'H EURUS PHILIPPA MARERI, gwerchez euz an Eil Urz.
 17 Yaou Ofiz an de.
 18 Gwener ... S. Simeon, eskob ha merzer.
 19 Sadorn ... S. CONRAD, kovez euz an Trede-Urz. — I.P.

20 Sul Sexagesim. — Den Eurus PER A TREJA, kovez euz ar Chenta Urz.
 21 Lun Ofiz an de.
 22 Meurz SANTZ MARC'HARIT A GORTON, penitantez euz an Trede-Urz.
 I. P.
 23 Merc'her .. PLAC'H EURUS IZABEL, gwerchez euz an Eil Urz.
 24 Yaou S. Mathias, abostol.
 25 Gwener ... Den Eurus SEBASTIAN, kovez euz ar Chenta Urz.
 26 Sadorn ... Ofiz ar Wer'hez.

27 Sul Quinquagesim.
 28 Lun PLAC'H EURUS ANTONIA, intanvez euz an Eil Urz.



Ar spered a binijenn

Skoueriou ar zent.

Varlerc'h Hor Zalver e ziskibien o deus kerzet dre hent ar C'halvar, o deus gouzanvet o holl foaniou, poaniou a gorf, poaniou a spered, a-unan gant Jesus-Krist, evit beza henvel outan.

An ebrestel, gourc'hemannet d'ezo mont dre ar bed holl da brezeg an Aviel, a zo aet heb aon ebet. Lavaret oa bet d'ezo : C'hwi a vo perseket; kaset e vezot eus eul lez-varn d'eum all, pep seurt traou a vo lavaret diwar ho penn, pep seurt poaniou ho pezo da c'houzany. Met bezit heb aon. Me a zo bet treoc'h d'ar bed. »

Hag an ebrestel o deus sentet; prezeget o deus an Aviel. Klasket zo bet difenn oufo da brezeg, met respontet o deus. « Gwelit ha sonjat. C'hwi, tud, a glask difenn ouzomp prezeg. Met Hor Mestr en deus roet urz d'eomp da brezeg. Senti a rankomp ouz Doue kentoc'h eget ouz an dud.... » Taolet int bet er prizon, skourjezet, kastizet e pep giz, met eurus oant o c'houzany evid o Mestr. Selaouit peseurt memnoziou a oa en o c'halon goude heza bet dirag ar varnerien. « An ebrestel, a lavar d'eomp ar Skritur Sakr, a zistroe eus al lez-varn laouen holl, o veza, m'oant bet kavet din da c'houzany eun dra bennak evit hano Jesus-Krist. »

Ha gant joa ive o deus skuilhet o gwad evit rei testeni d'an Aviel. Eurus oant o veza lakeet henvel ouz o Mestr.

Ar verzerien o deus gret eveldo, a zo aet ive laonen d'ar maro. Gwelit sant Stefan, sant Lorans e kreiz o foaniou, gwelit ar verzerien eus peb amzer. Deiz o maro a oa an deiz eurus evito, rak mont a raent d'an Nenv da welet Jezus.

N'e ket ar verzerien hepken o deus gouzanvet poaniou evit Jesus-Krist. An holl zent o deus karet ober pinijenn. Pa lennit buhez ar zent, petra weilt ? Eus hini ebet ne lavarer en deus klaskef e blijadur er bed-man, eo bet troet var ar c'houset, an debri, an eva. Nann. Met holl int bet mat da bedi, d'ober pinijenn, holl e karent yun, kastiza o c'horf, lakat o c'horf da blega d'ar spered.

An ermitad sanctel en dezert a veve gant grizioù louzou, gant an nebenn froucez a gavent, ne event nemet dour. Al leaned ha leanezed sanctel er c'houentchou a zo holl merket d'ezo en o reolennou ober pinijenn ; yun a reont alies, tremen a reont o amzer o pedi hag o labourat, o sevel o spered varzu Doue.

Ar zent n'int ket act d'ar c'houentchou hag o deus bevet etouez an dud all, holl o deus bevet gant Doue, holl o deus gret pinijenn.

Eur zant, nevez savet var an aoteriou, Sant Yann Mari Vianney, (1) person Ars, a veve, nann gant bara ha dour, met gant avalou-douar

(1) S^t Y.-M. Vianney a oa eus Trede-Urz Sant Fransez.

ha dour. Eur choudourounad avalou-douar a lakee da boazat, hag en eun dro'e veze aozet d'ezan meur a bred. Ar pred kenta a veze tomm, met ar re all a veze yen, bag abenn ar fin, an avalou-douar a veze louet. Ne gouske nemel diou pe deir eur bep novez. Tremen a rae er gador-govez betek seitek eur bemdez.

Ar c'hardinal Mercier (1), arc'heskob Malines er Belijk, maro n'eus ket pell, ker brudet dre e zeskadurez hag e nerz-kalon, a zo bet ken alies e mesk an dud vras eus ar bed, gouzout a rit peseurt gwelie en doa ? Selaouit : eur gwele honarn ha varnezan eur c'holc'het plouz, ha netra ken : palenn ebet. Setu aze gwele ar c'hardinal Mercier.

N'eus ket da argila. Skouerion Hor Zalver ha skouerioù ar zent a zesi d'eomp e rankomp ober pimijenn, ma fell d'eomp beza e gwirionez kristienien. « An neb a fell d'ezan douit var va lerc'h, eme Hor Zalver, a dile kregi en e groaz. » J.U.

(1) Eus Trede-Urz Sant Fransez ive.

Sonjitz ervaod

Diwar benn an eilvet eurusted desket
d'eomp gant hor Zalver Jesus.

I. — Sonjitz mat er c'houzou-ma, bet lavaret d'eomp gant hor Zalver : « Eurus an dud dous a galon, rag rouantelez an douar a vez d'ezo ». N'eus fors petra zigwez gantan, a vad pe a fall, an den dous a galon o digemer ato gant laouenidigez, rak enno e wel bolontez santed an Aot. Doue.

An den froudennus, an den en em ro d'ar vuhaneged ha d'ar gounnar n'eo ket eun den dous a galon, ha ma teu ato eurusted da heul an dousder, evel ma larvar hor Zalver, warlerc'h ar vuhaneged e teu ato ive tristidigez.

II. — Eas eo d'an den madelezuz kaout eurusted; evit he c'haont n'hen deus ezom eus den, p'eo gwir euenen an hol eurusted a zo en e galon. Morse ne c'haonta kaout nemet ar pez a zo hervez Doue hag ar skiant-yat. An hini a zo mestr war e holl c'hoantegesiou, hennez ive a zo mestr war e galon, hennez hen deus e gwirionez kement a c'hoanta.


Ennan e unan eo e hay peb den ar gwir eurusted. Deskit 'ta plega hoc'h holl youlou da youl Doue hag e vezoc'h ato eurns.

III. — D'an dud dous a galon eo e vezou rouantelez an douar, eme hor Zalver. E gwirionez, an dousder a blii d'an holl. Eur gwir gristen ive, dre ar memez vertuz, a c'hounezo beteg kalon e euebourien, ha, war ar marc'had, e c'hounezo c'hoaz ar baradoz.

Evit ma chomo Doue en ho kichen, eo red deoc'h beva e peoc'h gant an dud 'zo war o tro : bezit dous a galon hag heu reoc'h eas-tre.

M'ar ema start en ho halon ar vertuz a zousder, heb klemm, c'hwi c'houzanvo bepred, evel m'eo red, an dud hag an amzer.

G. S.



En Otro Sant Erwan

PENNAD KENTAN

Ginivelez — bugaleaj — studiou kentan Sant Erwan.

Quis putas puer iste erit?... (1)

« Deus caritas est » (2), Doue e zo karante. Pep pajenn eus istor ar bed a ro d'imp eun testeni bennag eus e vadelez. Pa zeblant ar gaou trec'h war ar gwir e tibab bepred unan eus e vignoned feal evit sklerijenna e vreudeur dallet hag o lakat a-neve war hent ar gwirionez.

Hon bro-ni he deus ive tanvaet alies, a-hed ar c'chantevion, madelezou Doue ha dre-holl e hanver Breiz Izel « bro ar Zent ».

E-touez ar zent breizad unan a zeblant beza muioc'h karet, muioc'h enoret, muioc'h darempredet gant e genvroiz evit ar re-all holl : an Otro Sant Erwan; hag ar c'chantik, me gred, a zo gwirion pa lar :

N'en eus ket en Breiz, n'en eus ket unan
N'en eus ket eur Zant evel Sant Erwan.

**

Sant Erwan a deuas er bed en maner Kervarzin (3), endro d'eur c'hart leo eus ker Landreger. En o oa o chom d'ar c'houls-ze Helouri (4), den a renk uhel (5), mab d'ar marc'heg Tancred a Gervarzin hag en doa gret komz dioutan en brezelou an duk Mauclerc.

Kervarzin a zo eul lec'h hep par er vro a-bez. A neb a deu di evit ar wech kentan a chom dilavar en eur sellet ouz an dolenn gaer a zo dirak e zaoulagad. Ar meaziou en em led keit ha ma c'haller gwelet evel eur voulouzen c'hlas hadet warni aman ha du-hont, evel perlezennou, touriou dantelezez. Tour Sant Mikael,

(1) Aviel Sant Lukas : I-66.

(2) Kentan lizer Sant Iann IV-8.

(3) Maner koz Kervarzin n'menan ken en e zav. Eur poltred anezan gret diwar larvar diou vaoutez koz, an diou diwezan o devoa e welet, a chom ganimp hepken. En 1824 e voe savet eun ti neve, war behini e zo skrivet a uz da doul an nor ez eo eno e chauas hag e varvas an Otro Sant Erwan. Kervazin a zo hirie eur veréri vrns.

(4) Helouri a vez skrivet ive Haelori pe Helory.

(5) War ardamez tuchentil Kervarzin e oa skrivat : a toutz ditz, a tout dix, pe a tous dix. Ne intenter ket mat ar c'homzou ze. A neve 'zo eur person tregeriad oc'h intentas evelien : « Ato uz d'it. » Perag ne sonjemp ket eveltan ? Sklear eo evelise hag eaz da intent. Dre forz sellet bepred uheloc'h, gouenn Helouri a daspas betek al lec'h uhelan a c'hall an den tapout, betek ar zantelez.

Landreger, Pliel, Tredarzek, Pouldouran, Pleuzal, Hengoat, Trogry, Peurit, ar Roc'h a weler tro-a-zro; Er peldier ar Menebre gant e chapel vihan a digas da sonj eus Sant Herve, ken brudet en hon Breiz. En draomenn, ar « Jaudy » a lintr enman an dour dindan bannou an heol.... Ha, tamm ha tamm, dre forz sellet, ar spered a zav war zu ar C'hrouer hag ar galon a gresk enni ar garante evit an Hini a zo u bet ken mat evit e grouadur.

En tu-all d'ar stér, en eur boked gwe fó e oa en XIII^e kantved
manner ar Genkiz. Ennan e veve eun dimezel yaouank, hec'h anou
Azou, savet gant he zud en doujans Doue. Helouri he gwelas,
he c'haras hag eun de a lakeas e zorn leal en dormig flour Azou.

Kristen rib ha dispon, an daou bried neve a glaske dreist pep tra zenti en pep digou eus an Otre Doue, hag an Otre Doue brasoc'h e largentez bepred evit himi an den, a skuilhas warne a welan bennoziou.

Eun novez, epad he c'houesk Azou he doe eun hunvre kaer. Eun vouez dudius a lare d'ei distak : « eur mab a c'hano d'it hag an mab-ze a vezoz eur Zant bras. » O kelou evurus evit eur vamm gristen ... Azou strafuilhet holl mez laouen ive a bedas muioch-hui hag a c'hortoza.

Prestig goudé, ar 17 a viz here 1253, e c'hanas he mab hanan (1). Badeet en de warlere'h, evel ma oa d'ar c'houz-ze an c'hustum mat dre-holl, ar potrig a voe roet d'ezan an an a Yvone Erwan. Diwezatoc'h e vamm, hag he doa kement a abek da garout he mab, hen gwestlas da Zouen i Iliz-veur Landreger ha d'ar Werc'h Vari en iliz Itron-Varia a Goatkolvezou (2).

Dre ar blanten e weler dija petra a vo, eun de, ar ween, hag e kemerer gant ar blantennig divalo eur preder pemdeiek. Er bugal e weler ive freaz petra a vo an den. Dieaz e vez en em dizober eus ar plegou kemeret abred... .

Kerent Erwan her gouie. Epad e yaouankiz e stagjont da hada en e spered hag en e galon ar bleuniou a vennent gwelet diwezatoc'h o vleuniou en o mab. Elec'h kemer preder hepken gant e gorf, e pleint ive ha dreist-holl gant e ine, gant an ine-ze-dasprenet gant gwad eun Doue ha deut da vezan aboue he ba-deiant templ an Drinded Zantel. Karout Doue, karout ar Wer'c'hez, karout Zent ar vro, setu ar c'henteliou kentan a deskjont da Yvon.

Adalek e noad teneran, al lec'h en doa bet an eur vad da c'henen
ennan a bouezas kalz war vue Sant Erwan, rak m'en deve dalc'h-
mat « ar ger » eur bouez yras war vue pep den, war vue pep

(1) Sant Erwan en doc kur breur ha teir c'hoar. Unan eus e c'hoarzed, Karel, a oa tri bla kosoch evitan. An istor na gomz, kouz lareràz, nag eus treur nigg eus choarzed Sant Erwan. Pa bar an heol d'an heure ar stered a in da gwez.

(2) Ar skéundenn a bedas dríkai mamm Sant Erwan a zo hirie ch'hoazh evel dre vroazad, en iliz parrouz Minihy, a liz d'an oter en tu an aviel. Evi loar a zo diouzan he zreid *"luna sub pedibus ejus"*, hag etre he divrèch, ar Mabig Jesus a zo krog gant e zorn en diouaskel un ova.

Breizad dreist-holl, petra laret neuze pa ve " ar ger " eur c'hornig dudius, eur baradoz bihan evel m'eo Kervarzin ?

- Er a gerze », diouz an noz, pa vije bodet an holl endro d'an oaled yras kichenn eun tantad tan, Yvong a gleve e dad o kontam doareou ar brezel a re d'ar mare-ze Loeiz IX, Sant Loeiz, roue Frans, d'iar Yusulmaned evit diframma eus a dre o daouarn milliget be hon Zalver Jesus; o veuli ive oberou kaer an duk Per Mauclerc gant pehini e vrezelias e dad koz Tancred. Evesle ar bugel a wele ligniez uhel e ouenn a glaske pep evel outi kreiski c'hoaz he brud vat.

Eno ive e kleve mouez e vamm o rei d'ezan kentelou fur
en eur lakat dirakan hue skouerius ar zent anaveet er vro, Sant
Toal, Sant Ilud, Sant Modez, Sant Goneri, Sant Bergat, Sant
Ruellin, Sant Tremeur, Santez Trifina, Santez Koupaia ha kalz a
re all c'hoaz.

Ar vamm a ra ar zant. Mouez garet e vamm a heulh bepred an den. Ar pep gwellan ouzimp, hon fe, hon furnez, hon e'harante a deu d'imp digant. War he barlenn hon deus desket pedi en sur sevel etrezenk an Envou hon daouarnigou juntet.... Kelenndurez ar vamm a zo evel eun neuden hag a heulch an den beteg e varo bag ar ger a gaver war e vuzelou an aliesan, dreist holl pa vez er boan pe war e dremenvan, a vez dalc'hmat : « Ma matmou ».

Azou a gelennas he Mab en gwir gristenez. Abred e laras d'ezan ar c'homzou dispar-man hag a dilef bez a kizellet dōn en kalon e bugale gant pep mamm gristen : « O ma mab karet, bevit bepred en hevelep stumm ma velef c'hou iye eur zant ». Hag ar potrig, divent dija ha birlvidik e garante evit an Otto Doue bag evit e vannin, a responce gant holl fe e galon a yngel : « Ia, mamm val, n'am ens ken mennoz nemet bez a zant eun de. »

Abred Yvong a diskouezas e oa gwriennel don en e galon ar c'houzou a lare d'e vammur. E vrasan plijadur a vije mont d'an iliz, heulh an oisou, selaoù ar zarmonnou. Bemde a lare oviz ar Were'hiez. Pa c'halle responst an ofern e levezen a vije divent.

Ahendall ne ea ket diskvelen eus bugale e noad. Gante e kare beza, rak pedi ha studia n'eo nemet an hanter eur hule eur bugel : c'hoari a zo an hanter all. Beza e oa evite avat evel eun abostol bihan eus pehini e zeintent bepered gant plijadur.

O c'hoariou a vije c'hoariou an holl vugale all; awechon koul-koude e rent prosesionen, e kanent kantikou, e lenment gwerziou; e kanent zoken an ofern evel en iliz.

Erwan a labourent iye er parkou, rak, d'ar c'houlz-ze, er maneriou ne dremened ket an amzer oc'h ober netra, hag an duchentil a zikour labourat o donar.

Hon fotrig a vije laket da vesa al loened pe da ober eul labour all henviel. Eua de, kased gant e dad da harz ouz ar gouimed dont da zibri an ed neve hadet. Yvong i uelias e vignoned a tout. Petra da ober ? N'halle ket tec'hei ha n'halle ket kennebeut dilezeur ar re-all. Euri sonj a druzus neuze e spered stoura un tonk kar ! Es em zikrou a reijout da digas ennan eur a bhoz rod gwetur. Al-

loenedigou, o tarnijal endro d'è, ne oant ket moarvad gwall nèc'het war an tol; o souez avat a voe brasoc'h pa weljont eun el o terc'hel plas Erwan hag o hargas ane gant eur wialenn. (1)

Pedi, deski, labourat, c'hoari, setu bugaleaj Sant Erwan. Henvel ouz al lili hag a dispak kalei dispar o bleun evit resev bannou an heol beure, e galonig glan a digore abred evit digemer kement a oa kaer, kemenn a oa mat : ha war galz a vuzellou e teue dija ar gomz a lare gwechall amezeien Zakari hag Elizabeth en eur gomz eus o Mab deut da veza Sant Iann : « Quas putas puer iste erit ? » Daoust ar bugelig-ze petra a vo eun de ?

**

Er mare amzer ma c'hanas Sant Erwan, mibien hanan ar manerioù a vije peurvuian marc'heien. Tad ha mamm Yvonig a vije bet ive v' c'hoant gwelet o mab marc'hég; mez Doue a nevoa komzet hag, hep chom da dortal e sentjont kerkent, eurus o welet en doa teurveet an Holl C'hallowdek skej war dor o zi evit gouleñn zikour da astenn eun tammiq bihan muioch'h er bed E Rouantelez.

Goude e bask kentan hag e « confirmation », goude beza digemer en e galon tanzeet gant kement a breder Hon Zalver Jesus Krist, goude beza resevet ar Zakramant a ra ar gwir zoudard kristen, hon fotrig, daoust ma chomas er ger, a welas o tigri dirakan eur vuhe neve. N'eo ken e vamm e gelennje bremen. Fiziet e voe en eur c'hoareg yaouank, e anio Iann a Gergoz, ginidik a Bleuvian ha menjet dija evit e furnez hag e ouziegez (2).

Exit diskouez da Vestr he Mab petra a c'houenne digantan, Azou a gonts d'ezan hec'h hunvre. Eur zant, setu ar pez a felle d'ei e vije gret eus Yvonig.

Iann a Gergoz a stagas kerkent d'al labour. Deski a reas d'ar bugel ar grammadeg, ar galleg, al latin; pa gave eun dra bennag re dieaz evitan, ez eant o daou, Erwan ha hen, en tu-all d'ar « Jaudy » a dreuzent gant eur vag, betek ti berson Pleuvian an Otto Treoezel. Enou goude eur bedennig gret war an daoulin (3) Iann hag Erwan a gave skoazell ha sklerijenn.

An deiou, ar mizou, ar blaveziou a dremene evelse buhan, evuruz. Iann a gare Yvonig, Yvonig a gare Iann. O c'harante a chomoù bepred digoumoull, hag eun de — ho ! pebez devez kaer evit eur gwir vignon ! — Iann a deuio da doui dirak barnerien Rom karget da welet ha zant e oa Erwan Helouri, penos en doa gwelet bepred hag en pep lec'h e vignon didamall, direbech, madelezus, leun e galon a garante evit Doue hag evit e nesa.

« Bugel eurus ! »; setu ar gomz a lar pep hini en eur Iann

(1) Burzudou all, a larer, a c'hoarvezas c'hoaz epad e yaouankiz : Eun de, o redék dierc'henn, a trochas e droad gant eur radenen : « Me gafre, emezan, ne veze liken ken a raden er park-man. » Aboue, er park te hag a challer gwelet anezan c'hoaz, neus ket bel a raden.

Gwapeet eur wech all gant eur Goelour, Yvon a c'houennnas ma savje kernoù d'ezan. Kement-se a digouezas raktai hag al lec'h e oa an den-ze o chom, a zo hanvet, hirie c'hoaz, Kergernio.

(2) Iann a Gergoz a oa ive eus gouenn tuchentii. Maner e dud a welet hirie c'hoaz en Pleuvian al lec'h e oa savet.

(3) Tolenn gret war unan eus prenestrouz iliz parrouz Minih.

istor blaveziou kentan Sant Erwan; hag en eur gloza ar c'henitan pennad eus e vue ken kaer, eur bedenn a deu dija war hon muzelloù : « O Sant Erwan, c'houi hag hoc'h eus bet an euravad da gaout en ho kichen adalek ho kavel eur vamm gristen ha da vez renet abred gant eun den a iliz, grit eur sell a drue eus bugale hon bra a zo kaloù dioute hirie etre skilfou mestrou dizonne mestrou digallon. Ne glevont ken komz ouz an Otre Doue a voe desket d'ec'h gant kement a breder karout anezan. Ho !zikourit adsevel en Breiz ar skolou kristen ; lakin en kalon an tadou hag ar mammou breizad ar mennoz rik da fizout bepret kousto da gouno a bugale en mestrou, en mestrezed, birvidik en o c'hreiz karante Done. Erwan, Erwan, bugel eurus, na lezit ket ober gaou ouz inewou bugale Breiz Izel ». J. C.

Buhez kaer eur simiad (douger-sammou)

D'ar zul, 7 a vezeven 1925, eun oberour tost da 70 vloaz, a varve prim en eur ru eus ker Dublin, en Irland, p'edo o vont e iliz ar Zalver.

Bindan e zilhad e kaver e binvioù d'ober pimijenn, a zo sanket en e gorf. Piou eo an den-ze ? « Eur c'hamarad eus ar wella, ato prest da renta servich, a lavar an dud e anaveze, ar re a la-boure gantan ; direbech eo bet ato. »

Tud ar barrez, eus o zu, a lavare ive : « Pa vezemp en oferenn viutin pe en ofisou all, e welemp aot anezan o pedi var e zaoulin. »

— « Ne vanke morse da zont da vodadeg an Trede-Urz, a ziskerie e genvredeur, met ne glaske ket lakat sellat outan. »

Abenn ar fin e voe gouezet petra oa an den-ze, Matt Talbot.

En o doullig-kambr e voe kavet ar planken koad a zerviche d'ezan da wele, ar voestiad leoriou a roe magadurez d'e ene, hag eun nebeut notennou skrivet gantan ; klevet e voe e c'hoar a veve er memes ti gantan, klevet e voe e amezeien hag e vignoned brasa. Hag hervez testeni an holl dud-ze, Matt Talbot a zo het unan eus ar gristenien o deus, en hon amzer, gret ar brasa pinjenou, bevet ar muia gand an Aotrou Done.

En e yaouankiz goulksoude ne daiveze ket kaiz a dra. Ne labouras ket kaiz er skol gristen, hag abred e voe lakeet da labourat e ti eur marc'hadoù gwin. Eva a ras kaiz, ha ken douget oa d'ar gwin ma tispigne ar pez brasa eus e c'houidegez evit senti ouz e dech. Mont a reas betek gwerza e vontou-ler ha hale diarc'henn evit kaout peadra da brena gwin.

ENN deiz, d'an oad a 25 vloaz, eo gouezet gant Breuriez an Tad Maze eneb ar vesenti. Mont a ra da japel ar c'hoerdi bras hag e ra ar bromesa da zilezel, epad tri miz, pep boesoun gouest da vesvi. Da c'houde e ra eur bromesa evit bloaz, ha da c'houde evit ato.

Pareet eus e dech ha gounezet gant gras Doue, e sav uhel uhel er zantelez.

Epad ouspenn 40 vloaz, e kousk a vec'h peder eur bemnoz var e wele koad. Da ziveur eus ar mintin em' an o pedi; kerkent ha ma vez digoret an nor, em' an en iliz, hag e klev an oferennoù betek m'eo poent d'ezan mont d'e labour. E labour eo dougenn plenoch ha treustou d'ober tiez. Pa vez fin d' e zervez, e krog adarre en e bedennou hag en e leorion santel betek dek eur noz, ato var e zaoulin, zoken pa vez o kemeret e dammig pred. E galon a zo entanet gant eur garantez tonnec'h tonnec'h beindez evit Jezus krusifief. Kreski a ra ar garantez-ze o lenn buhez ar zent ha skridou santel. Klask a ra an tu da c'houszany evel Jezus stag ouz ar groaz, hag evit-se e yun, e toug var e gorf chadenou horuarn a ra d'ezan kalz poan epad ma vez o tougenn sammou; evit-se ive eo e chom ker pell var e zaoulin. Kement a c'hell espern var an arc'hant a c'hounit a zo roet gantan d'e gerent ezommek ha da visionerien ar Chin.

Sonjal a ra e kroaz e Zalver heb ehan, e pep lec'h, e kreiz e labour, en e doull-kambr, er ru, en hospital m'eo kaset ennan gant e glenvejou kriz, beteg an deiz m'eo tolet gant er maro etre divrec'h e Vestr.

Ato en deus kuzet ouz an dud ar vuhez a binijenn, ar vuhez santel a rene. Ken izel oa a galon ma n'en deus morse diskouezet da zen ebet pegen uhel oa savet e skeul ar zantelez. Goude e varo hepken eo bet anavezet ar vuhez a veve.

Eur skrivagner saoz en deus nevez skrivet buhez Talbot. An holl, en Irland, a lamm var al levr-ze, ha 120.000 a zo bet gwerc'h a-benn bremen. E pep yez e vo troet al leor-ze. Nevez lakeet eo galleg, ha fizians hon eus e vo lakeet ive e brezoneg.


En deiz a hirio, pa weler an dud o redet varlerc'h an arc'hant, an enoriou, ar plijadureziou, buhez an den-ze a vezo talvoudus neurbet. An dud ne klaskont nemed o mad o-unan, dilezel a reont o nesa, ar garantez kristen a zo evel maro en o'halon. Gant pebez nerz ar micherour-ze ker zantel, o vale var roudou an Tadou eus an dezert, a brezeg d'emp lezem ar binijenn, lezenn ar garantez !

Hirio sionaz ! ar re a zo oc'h ober prezennou d'an dud var bep tra, a zizonj avechou ar pez a zo da lakat er penn kenta : da lavaret e ez eus bet eun Doue o karet ac'hanoù betek mervel evindomp var ar groaz hag e tleomp kinnig d'ezan karantez evit karantez.

Matt Talbot en deus karet ar Christ a greiz e galon, epad ugent eur bemdez; evitan hag evid an eneoù gounezet gant gwad Jezus eo en deus poanet ha gouzanvet, hag espernet e arc'hant. Den all ebet nemetan ne anaveze ar pez a rae bemdez. Met goude e varo eo dizoloet an tenzor a garantez a zouge en e galon.

Ha plijet eo gant Doue lakat ar burzud-ze a garantez hag a nerz kristen da ziwan etonez an dud dister eus an dobar, etouez micherourien, tud a renk izel hervez ar bed, met uhel hag uhel bras pa garont o Doue, pa ginnigont d'ezan o labour hag o foan.

J.U.



FIORETTI
pe
Bleuniou Sant Fransez

Eil Pennad

Diwarbenn Bernez Saonpempet,
Ar c'hetan 'dilezas ar bed,
Ar bed hag e bînidigez,
Evit mont da heul Sant Fransez.

Ar c'hetan a laras kenavezo d'ar bed,
Evit kerzout da heul Sant Fransez benniget,
Hennez a on Bernez, gñidik a Asiz.
Setu aman penôs e troas, gant dispriz,
E gein d'eur bed diboell evit ren eur vuhe
A wir evurusted, da hijout da Zone.

Sant Fransez a oa c'hoaz e ti e dud er gêr,
Evel eun dijentil, eun Aotrou gwisket kaer,
Daoust ma rë 'n e galon kals a fae war ar bed,
Ma kastize e gorf gant pinijenn galet...
Kals eus e genvrois da zod hen gemere,
Ha taoliou mein gantian e skoent didrue.
E gerent ken digar hag an divrodi,
A vale groz d'o mab, e sell kaer d'hen drech'h.
Met Fransez, dispoont mat, e kreiz ar gourventenn,
A chome e galon divraill 'vel eun dervenn.

Goapaerez, teodadou 'dremene 'us d'ezan
 Vel 'us d'eun den kollet kouz ha kleved gantan,
 Ken mestr-se d'e unan, Sant Fransez pa welas,
 Bernez, evel kals all, holl manet a chomas.
 Hag hen eun Aotrou bras, eun Aotrou pinvik mor,
 Ha d'an holl skianchou, e spered frank digor,
 " Penôs, eme Vernez, e-kreiz ar binijenn
 " Gallout evel Fransez, ren ar vuhe a-grenn ?
 " Penôs epad daou v'la, taolet ha distaolet,
 Disprizet gant an holl, hep beza skoazellet,
 " Gallout menel ken serz ha ken diflach er zâ,
 " Pa c'houez kement warnoc'h an avel d'ho frailha ?
 " Red mat eo e teufe diwar lein an Nenvou
 " D'hen kennerzi bende Doue hag e c'hrasou. » —
 Hag hen raktal d'e gaout, ha laounen d'hen pedi
 Da zont gantan d'e goan, ha da gousket 'n e di.
 Sant Fransez 'asantas; ha Bernez 'n e galon,
 'Lare : « Fenoz 'welin santelez ma mignon. » —
 Hag e c'hourc'hennnas ober eur gwele tomm,
 En e gampr e unan, elec'h ma tlee chom
 Ar goulou war elum, ken a barje an de,
 A-us d'an daou genvreur, 'n de warlere'h ar beure.
 Met ar sant e disfiz, hep larout e bater,
 Yeas klenk d'e wele, evel eun den skuiz kaer.
 Bernez ken prim hag hen, ha monet eus e du.
 Hep chom da bateri, da gousket war ar plu.
 Arôk pell bras amzer, ar pôtr 'oa roc'h — diroc'h.
 " Hep mar, eme Fransez, e kousk evel eur zoc'h. » —
 Ha raktal, sioul, didrouz, e sav diouze wele,
 Ha war benn e zaoulin, hen da bedi neuze,
 Evel ma ped ar Sent, e-trezel an Neuvou,
 Daoujuntret e zaouarn, ha troet e zellou.
 Eus e galon tomm-berv gant ar gwir garante,
 " Teue ar geriou-man : « Ma Doue ! ma Doue ! »
 Evel-se e chomas, da bedi an Aotrou,
 Beuzet e zaoulagad en eur mor a daerou,
 Kuit da ober eun hun, da c'hortoz ar beure;
 " Hag e bedenn a oa : « Ma Doue ! ma Doue ! »
 N'ae ket pelloc'h ganti; met e-kreiz e galon,
 E n'em veske gantan, Doue ar gwir mignon.
 Ha piou a lavaro, an holl menoziou kaer
 A dueu 'n e spered, 'n eur sonjal e brasder,
 E brasder eun Doue, leun a vadelezou,
 Ken mat evid an ded, daoust d'o fallenteziou;
 Ken mat, ken truezus, evid eur bed diroll,
 E kreiz e zizursou, 'vel eur vag en argoll.
 Eun dra 'zo koulskoude : evel 'n eul leor kaer kaer
 Digoret dirazan da lenn gant e Grouer,
 Fransez a wele skler, e felle gant Doue,
 En eur rei d'ezan lee'h da zelvel e ine,
 E teuje war eun dro, da rei d'ezan sikour,
 Vit mad an ineou da ober e labour.

Sklêrijennet neuze gant ar Spered-Santel,
 A bar, lemn e zellou 'n amzer da dont ken pell,
 Servijer paour Doue, o welout, er peilder,
 Ar pez a oa galvet, gant e Urz, da ober,
 'Grene e izili, evel eur barr deilhou,
 Hag e c'halve Jezus e-kreiz e drubuilhou,
 Da dont d'hen kennerzi da gas e erv da benn,
 Da dibuni erva, war he c'hed, eur gudem,
 Re liuet 'vid an den., e c'haloud ken dister,
 Ma vez, hep kaout skoazell, alies tapet berr.

War alum, hed an noz, 'chomas 'ta ar goulou;
 Ha Bernez 'n e wele, a-dreuz e valvennou
 Hanter serret hepken, a wele awalc'h skler,
 Evid heuilhan Fransez hed-ha-hed e bater,
 O welout e vignon, ken trôet da bedi,
 E sante e galon, en e greiz, o virvi.
 Hag hen, 'vel o klevout mouez ar Spered-Santel
 O tasson 'n e galon, hag o tont d'hen gervel
 Da gwiat eur vuhe karget a zizursou,
 Evit 'n em rei a-grenn da Jezus e Aotrou.
 A-us d'an daou genvreur, sklerijenn spian an de
 A oa krog da baran 'n de warlere'h ar beure,
 Pa fellas da Vernez disklerian d'e vignon,
 Ar pez a dremene e gouled e galon.
 " Fransez, ma mignon ker, larit d'in, 'n han 'Doue,
 " Petra am eus d'ober, 'vit trei penn d'am buhe.
 " Kals, kals re a amzer, siouaz am eus kollet
 " Betek hen, o pleustri, plihadurion ar bed. » —
 " — Bernez, ouz ho klevout, ma c'halon 'zo laounen,
 " Met ho menoziou, hep mar, da heuilhan 'vezo temn.
 " Eomp da gaout Doue, ha gonllomp digantan
 " Rei d'imp d'anavezout ar pez a feil d'ezan,
 " An tu da dibuni penn-da-benn hon c'hudenn,
 " Ha da gaout hon mennad, lec'h ober trô wenn.
 " Allo ! Eomp neuze, eomp d'an eskopti,
 " Eno 'zo eur beleg, hag eur sant a hini.
 " Evidomp, war hon gér, ofereenn a laro.
 " Goude, betek nao eur, gant kalon ni 'bedo.
 " Ni a bedo Doue, da rei d'imp hon gouleenn,
 " Da gaout ar vadelez da selao hon fedenn,
 " Taer gwech e tigoromp Leor Bras an ofereenn,
 " Ma teurzezo Doue, diskoue d'imp sklerijenn,
 " Da gaout an hent reizan, evit plijout d'ezan
 " Hag arrnout, eun de, er Baradoz gantan. »

(da gende c'het).





An 19 a viz C'houevrer

Sant Konrad a Blezans,

ERMIT,
eus an Drivet-Urz (1290-1351)

Stouomp holl d'an douar, doujus a spered hag izel a galon, hag adoromp eur pennadig-en sioulder hon ine an tri ferson eus an Drindet Santel.

Goullompr digant rei d'imp eur fe grenañ ha birvidik, da zel-lout ouz ar bed en dro d'imp, evel gant daoulagad Doue e-unan, ha lezomp hon spered da ninjal war diweskell ar fe a-us da dreou ar bed-man : evelse e welfomp, en eun tol-lagad, evel diwar eur mene-ñehel, an holl grouadurien. Pegen kaer neuze na gavfomp ket ar grouadelez a-bez ! Ya ! Doue an neus gret mad pep tra : « *Omnia in sapientia fecisti* », kement tra, o ma Doue, a zo koueet eus ho torn holl-c'halloudek a zo gret gant furnez ha madelez.

Kement tra ! Ya, memes ar poaniou hag an drubuilh, hag a zo evel louzou c'houero savet diwar druchen ar pec'hed da c'holoi ar bed holl. En gwirione, dirak mister ar poaniou hag an drubuilh, hadet stank dre ar bed, e kreiz an anken a gav peb den war hent ar vue en draouien a c'hlac'hар-man, eur c'hristen, sklérijennet gant e fe, a gav mad pep tra hag a ra eun akt a garante en madelez an O. Doue.

Eurus an ine a zo poaniet ha trubuilhet war an douar ! Kement-se a zo eus peurz Doue eur merk a garante. Aboe ma neus bevet e Vab Unik er bed-man ha gouzanvet epad e vue eur merzerenti pemdeiek, dreist-holl aboe an de ma timeas e izili d'ar Groaz war ar mene Kalvar, Doue an Tad a fell d'ean gwelet e pep kristen skeuden Hon Salver, hag ar skeuden-ze nan all ket bean gwirion, nemet bean e vefer eveltan staget war ar Groaz.

Ha setu perak e plij da Zoue, hepken dre vadelez ha trugare, kas kroajon pouar d'e wellan mignonned. Penoz, e gwirione, sevel d'ar zantelezh nemet dre hent ar groaz ? Bezet biniget, o ma Doue, evit ar poaniou spontus a zigaset d'in, a lare an den santel Job « *mirabiliter me crucias* ». Ar poaniou eo zin Doue skrivet war an ine. Ra blijo d'ec'h, o ma Doue, rei d'in ar c'hras da virout ar zin-ze beteg de ma maro evit ma anavefet an de-se ho labour ennon. Neuze e teurvefet digemer anon en ho Paradoz, hag en eur rei d'in eur gurunen a c'hlloar, ec'h eo ho tonezonou e kurunfet em ine, « *Qui coronando merita coronas dona tua.* »

Doue a gasas da Zant Konrad eur groaz poumar a zibabas evitan dre garante, hag ar Zant a c'houveas he dougen. Kemeromp skouer warnan, 'n eur envori an daou dra-ze, ha greomp impli vad eus ar poaniou a vo sammet d'imp war hon skoa.

— 29 —

I

Ar c'hroajou a zo bet evit Konrad eur merk a garante dispar
eus peurz Doue.

Eurus an den eo digor e spered war dreou ar bed all ! Ar zent hag an holl dud gwiziek war vue an ine maget gant gras Doue, 'n em gav holl a-unan da laret e lezfe kentoc'h Doue an nev da gouean war an douar evit lezel e vignoned hep kroaz, Santez Tereza a'e'h a beteg laret kement-man : « Adalek, emei, ma c'hoanta eum 'ne 'n em rei holl da Zoue a greiz kalon, e sav en dro d'ei hag eneb d'ei, bariou arne spontus ». Neuze eta n'eo ket eun dra vad e lezfe Doue anomp dalc'hmad en peuç'h. Lenn a reomp er Skritur Zakr (Tob. XII, 13) : « Dre ma plij lec'h da Zoue, e oa ret d'ec'h gouzany kroaz ha pinjenn ».

Ret ! Ya ! ha Sant Konrad an neus komprenet ar gir-ze. Eun devez, epad ma oa o chaseal, e c'hourc'hennas d'e vevelien c'houezan an tan ebarz an drez hag an torkajou treou sec'h da lakat al loened gwez da zont e-maez eus o zoulou. Met eur baravel a zavas souden hag a dougas an tan re bell : eul loden eus ar c'hoat ac'h eas en ludu, ha setu eur gwall goll evit ar perc'h. Konrad a zeuzas d'ar gear dre guz ha den na zonje e oa hen an nevoa lakaet an tan.

Eur paour hag a oa o tont e-maez eus ar c'hoat da dec'hel diwar an tan, a digoeas d'eann difloupan eus ar c'hoat war zoudard ar Gouarnier : ar re-man a damallas an tan-gwall d'eann hag e zigasas dirag o Mestr : ar Gouarnier hen barnas raktal d'ar maro. Konrad, o klevet e oa eun den direbech o vont da rei eue evit an drouk gret ganian, a chilaouas mouez e gonsians, hag ac'h eas da anzav dirag ar Gouarnier ne oa nemet kiriék d'an darvoud. Loskel a rejont neuze ar paour, hag ar Gouarnier, o welet ne oa bet c'houezet an tan nemet dre fôt a deurel-plê, a gondaonas Konrad da zic'haoui pere'hen ar c'hoat. Met ken bras e oa ar c'holl ken ma renkas gwerzant e holl vadou, 'n em dizober ive diouz argourou e wreg, ha mont da astenn e zorn da glask bara. E bried a reas eveltan, ha goude eur pennadig amzer, distaget diouz treou ar bed-man dre ar vue a binjen a oa ret d'ê bevyan, 'n em westljont o daou da Zoue, hi en Eil Urz Sant Fransez, hag hen en eun ermitaj eus an Drivet-Urz.

Sant Konrad, pa oa o rei an urz da c'houezan an tan, na oa ket o sonjal e oa ar fullen dan-ze o vont da lakat anean d'ober kammajou bras ha stank war hent ar zantelezh.

Bezet biniget ha meulet, o ma Doue, pa digaset d'imp kroajou a seurt-se; ret eo eta kerzout war hent ar groaz evit ober ho polonie ha tostast ouz ar zantelezh. Breman e tigemer evel eus ho torn an holl boaniou hag an drubuilh a gavin d'am diarbenn.

II

Sant Konrad a c'houveas dougen e groaz.

Mont a reas en eul lec'h distro; e wele a oa an douar noaz, hag evit harpan e benn en nevoa eur min; da zibri nan, evoa nemet ied kri ha bara brenn. An diaoul a zeuzas allies d'e gaout ha d'ober d'ean eur brezel spontus. Evel Sant Jerom ha Sant Anton, e c'hou-

zanvas eus peurz an drouk-spered tentasionou eus ar re vilan hag euzusan. Met da drec'han warné, e reas evel Sant Beneat ha Sant Fransez, e lakaas e gorf e noaz hag 'n em ruilhas war eur c'houihiladen prez ha spern sec'h, ac'han ma welas e groc'hen dispennet ha labeet a wad. An diaoul, kounaret ha leun a vez o welet n'alle ket kaout troad war zervijer Doue, a zeugas gwej ha gwej all da dorran anean ha d'ober d'ean ar vilan ma c'halle. Met ar zant a wasae pep tro d'ober pinijen hag an diaoul a renke skampan mezek ha kazus.

In Konrad eta a gave boed, bue ha nerz er poaniou, ha dre ar poaniou-ze e pigne war skeul ar zautelez hag e tostae bemde muioch' ouz Doue. Pet a ve kavet hag a zonj ganté bean arru mad ha c'hoantaet gant an holl : o superiore a gar ané, o c'henvredeur a zonj ané hag an dud a gan o meulodi hag a garg ané a enor, hag e kredont diwar ken nebeud bean parfet ! Ha koulzkoude allies na vent nemet tud dallet gant o hunvreou !

Ra blico da Zoue hadan war o hent kroajou da zigori d'è o daoulagad war ar vue-nan : ha pa deufont da deukan ouz unan eus ar c'hoajou-ze, ha marteze d'en em c'hloazan beteg ar gwad, karet d'è astenn o dorn da dastummi anei eus tre o zreid ha da rei d'e eur pök a greiz kalon, rag eun testeni eo eus karante Doue en o c'henver.

N'o deus neuze nemet sonjal en komzou an él da Dobi goz : « Dre ma plijec'h da Zoue, e oa ret d'ec'h gouzany kroaz ha pinjen ». Álies, 'n eur zellet en dro d'imp, e welomp ar vad o sevel hag o kreski e kreiz an drubuilh. Kement-se a c'hoarveas gant Urz Sant Fransez, pa glaskas ar zant lakat anean war droad. Nag a drubuilh hag a boan a c'houzanvas ive Santez Tereza, pa c'hoantaas sevel he manatiou. Nag a wad an neus skuilhet ar verzerien war diaze an Iliz, hon Mamm Santel.

Ya ! ma plijomb da Zoue, bezomp en gortoz e c'houezo an diaoulou war hon im meur a c'houad amzer fall. Met diwallomp da fallgaloni e kreiz an engann : Doue a zo en hon c'hichen hag d'ean e vo ar gir diwean.

Istor. — An O. Doue a deurveas embann zantelez Konrad 'n eur rei d'ean ar galloud d'ober burzudou ha da zisklérian an amzer da zont. Eur gernez a c'hoarveas er Vro, hag eur bern tud a zeugas da gaout ar Zant da c'houelen digant an vihanan skoazel e bedennou. Konrad a zantas eur vammen a garante o sevel en e galon hag o kargan e ine holl a drue evil an dud paourze n'o devoa ken tammo ebet da zibri. Hag e troas war zu Doue, da c'houelen digant an burzud. Raktal an Ele a ziskennas eus an nenvou da zigas d'ean boed evit an holl. Ar burzud-ze ac'h eas ar vrud anean pell tro war dro, hag an dud a ziredas dre vilherou da gaout ar Zant : meur a wej ec'h adneveas ar burzud dre nerz e beden hag e fe.

Peden. — « Teurveet chilaou o ma Doue, ar beden galonek a gasomp trezek d'ec'h de ouel an den evurus Konrad, ha peogwir pedennou ar Breur santel-ze a blije kement d'ec'h, lezel-an da ginnig d'ec'h, dre e bedennou talyoudek, hon oberou dister. »

Menoz. — Adalek breman e kerzin war roudou Sant Konrad :

pa zantas war e skoa ar groaz poumar sammet d'ean gant Doue, elec'h n'em zevel eneb an dorn a waske warnan, e troas a-grenn war zu e Dad a zo en neny, hag en-em skoas etre e zivrec'h : evelise e teuas da vean eur zant. Gween zantel ar groaz a roas d'ean freuz, magadurez ha nerz.

Boked (Tennet eus levriou Sant Bonaventur). — « E kreiz an anken hag ar poaniou enzusan, na welan, evel louzou, nemet ar Groaz. » E. B.



C'hoarezed an Trede-Urz, plac' hed an ilizou

« An itrouenez ha merc' hed yaouank a zalc'h e ratre al lie-nach hag ar guiskamanchou oferen a zo bet merket o hent d'ezho gant tud santel ; daoust hag ar Verz'hez Vari he-unan n'eo ket bet ar genta anez ho, pa boursehce maillurou ar Mabik Jesus ? Daoust ha ne zispennont ket roudou Santez Martha, hag ar gragez santel a yea da heul Hor Zalver ? »

Setu linennou kenta ar skrid kaer a ginnigas eun dimezel e pevare Emgleo bras Paris var ar Zakramant meulet ra vez, evit diskleria e tle ar merc' hed kristen, koz ha yaouank, poania da gempen ar guiskamanehou oferen, an ilizou, hag an traou kaer a zo enno. Er pennad skrid-se, berr aquac'h, e oa eur maread kentelion roet gant eun dimezel guizieg ha kristen.

Petra eo ar vouez-se, nemet eun ekleo euz monez an Tad Sant Fransez, o c'houlen digant e vulgale kaout soursi euz an ilizou, dre respet avit Korf ha Good Hor Zalver Jesus-Christ ? Mar o deus ar gragez santel, hanvet huveloc'h, bet soursi euz Hor Zalver, daoust ha Sant Fransez n'eo ket bet soursus atao euz an ilizou ? O skuba a rea he-unan, gourez'henn a rea da zantez Klarha ha d'he leanezed ober lienach sakr, kas a rea he Vreudeur da rei d'an ilizou paour kallirion pinvidig ha traou presius, evit ma vije kaeroc'h al lidou santel.

C'hoarezed an Trede Urz, evit beza guir vulgale Sant Fransez, a zo dleet eta d'ezho 4^e derc'hel e stad vad traou sakr ar zekreteri ; 2^e) o nevez ; 3^e) kempen ha kaerat an ilizou.

Derc'hel kempen traou sakr ar zekreteri.

Pa raint al labour-ze, ar C'hoarezed a zikourou kalz an aotrou Person, ker eo, hrio, paera devezourien, e parrezion a zo, na gaver maonez ebet d'ober al labour-ze ; ma n'eus ket a leanezed er barrez, da bou eo entent ouz an iliz ? Da vere' hed an Trede-Urz.

E meur a barrez, diou pe deir C'hoar hag o dens amzer da rei d'an Aotrou Boue, en em glev evit kempen traou an iliz, epad diou pe deir heur bep sizun pe bep miz. En eur barrez hag a anavezan, ar C'hoarezed a labour, sur vech er miz, da gempen, eun dro, al henach ; eun dro all, ar guiskamanchou oferen ; eun trede tro, e reont d'al listri sakr lugern ; en doare-ze, kement

tra a zo impljet gant ar beleg en iliz, a joun atao kempen ha dereat.

Rouez bras eo ar parrezioù ha ne ve ket ennho C'hoarezed aoualc'h d'ober al labour-ze. E leac'hioù a zo, an aotrou Personn he-unan a c'houlemon al labour-ze, evit an Aotrou Doue ; e leac'hioù all, ar C'hoarezed en em glevo da genta etrezhou, hag en em ginnigo d'ezhan da c'houde. E pé leac'h ema ar barrez ha ne ve ket ennhi eur vaouez a feiz, prest da voda eun nebeudik merc'hed all, evit ma choumo kaer ti an Aotrou Doue ? Ha da biou eo beza er penn ar arok evit an dra-ze, ma n'eo ket da C'hoarezed an Trede Urz eo ?

Nevez al lienach hag ar guiskamanchou sakr.

An dra-man a zo diесoc'h d'ober : an ilizou a zo ker paour, hag ar guiskamianchou'ker ker ! E pe leac'h e vezô'kavet ar c'hangur pe ar c'hangt skoed a ranker rei hirio evit an disterra euz ar guiskamianchou'lik ?

Bez'ez eus, guir eo, eun Emgleo hanvet e galleg (*Oeuvre des Tabernacles* hag a ro, bep bloaz, eur bern mad a viskananchouloferen d'ar parrezioù paour hag ezomek, mes eur vez eo e teufelkalz parrezioù euz an eskopti da c'houlenn sikour digant un Emgleo. E pe leach' ema feiz an ded in amzer hirio ? Eur barrez-e a zo pe our familh vras, hag a diefe beva gant sikour he oll bugale.

Guechall goz, p'o doa feiz ar gristenien, ha pa ouient beva, evit kement tra vras a zigouinec en eun ti pinvidig : eur vadiziant, eun eured, eur pask kenta solanel, e veze roet eur prof benag d'an iliz : setu ma choume eaz al listri sakr e ratre. Breman, ar gerent un gavo eaz mil luv evit guiska o mero'l savet da blac'h yaouank, hag en oad da vont d'ar pardonniou, o dezo poan o kaout eur guenniegik benag da reï d'o iliz. An aotrou Persoun a zo neuze henvel aouale'h ouz eur paour keaz oc'h asten e zourn evit goulen an aluzen digant an divroidi : digant an *Oeuvre des Campagnes*, pe digant eun Emgleo all benag.

Dalc'bit mad d'ar gizioù koz, mar diñt devot; ha sikourit ar re a zo povidikoc'h evidoc'h da gaout sonj, mar kavit tro d'hen ober heb heza kesañs ; eun aluzen d'an iliz !

Kempen ha kaerat an ilizou.

Nak a bed euz ar velein a zo dies ho fenn, pa'z eont en
ho iliz ! E neur a leac'h, ar mogeriou a zo varnho mein skulptur
fin, guer a liou ar prenescher a zo pinvidig ha fiamm, sionaz !
ar pave a zo louz avel ar sez pe'ched marvel. Ar c'holoc'h'er ha
plach' ar c'hadorion a ra eur briz kempen; buana ma ch'ellont :
rak n'int ket paet aoualch' evit gellout rei bo oll amzer d'an-
iliz, setu ma choum neur a roued bian, stenut gant ar c'hefrid,
da viska korniou ha digorniou tro an iliz.

Daoust ha pedi a reer ker c'houek en eun iliz diskempen ? Ne reer ket : spered an deu, e leac'h choum seder var ar beden, a ya da redet, ha da zonjal : « Va c'hampr a zo neatoc'h, kemennoc'h eget ti an Aotrou Doue. » Setu ma seller a gleiz ha a zeou, evit quelet ar mankou a zo ; an amzer a ya atao en dro, ar beden n'ez a ket.

Ar zekreteri a zo, avechou, ken lous bag an iliz, ma n'eo ket

lousoc'h. Dies bras eo derc'hel kempen an arrebeuri, pa ves koz
Noe ar c'hoatach, poultrennet a bell zo, hag avechou prenvedet.
Dies eo eta miret an traou kempen eno.

An dimezell euz Emgleo bras Paris a zo bet menek anezhi er penn kenta euz ar gaozeidan-man a lavar : « E lezh' ma 'z eus skolioù kristen, ne ve ket dies ober d'ar re vrasaik euz ar vugale ober eur skubet d'an iliz, bep er mare. An taol balaen-ze o zi-kourfe da garet o iliz, ha da zougen interest da draou an Atronou Doue. Ober a raint eun tam trouz benak epad ho labou're, guir eo, mes kement-se ne zisplijio nemeur da Zoue, pa labourer evit han. »

Skoueriou roet d'ar C'hoarez.

E bro an Alsas, ar barresioniz o deus sourci euz o iliz evel euz
o zi.

Eun aotrou persoun, nevez hanvet en eur barrez, difeiz aoualc'h, euz kreiz ar Frans, a lavaras d'e dud, aroak ar pask kenta bras : « An honor da skuba an iliz ha da lakat bokedou var an aoteriou a vezou da vamou ar vugale a ra o Fask kenta. » Bishoaz mam, betek neuze, n'e doa skuilher eur berad c'houez pe loc'het eur c'hreunen boultrien, en iliz, aroak Pask ar vugale; er bloavez-se, an iliz a oue kempennet evel eur guenneg nevez flamm. An aoteriou a bleiged dindan ho beach'h bokedob. Ar mamou a lavaré : « An honore-ze a zo dileet d'emp. » Ar c'his-z se a bet kendalc'h'et, na petra 'ta ?

En eur barrez euz eskopti Kemper, ar C'hoarezed, henvet ouz Sant Fransez ho Zad, pa zifallas iliz Sant Damian, o deus laket kaer ar japel e leac'h m'en em vodont : great o doa eur gest ha resevet 2.000 lur.

Prestik goude, an aotrou Persoun en deus goulennet digant houestal dre ar barrez evit Emgleo Sant Korantin ha Sant Paol : resevet o deus 10.000 lur.

E parrez Q., ar c'hoarezet o deus gret sevel eur japel vrao, en
honor da Zant Jozef. Unan anezo, dreist-oll, e deus roet eun aluzen
gaer, evit al labour ze.

En eur barrez vras euz eskopti Kambrai, ar merc' hed a ra,
diou vech er bloaz, eur c'hempen a zoare d'an iliz : al labour
a had eiz dez mes pe joun ket an distera poultren e nep leac'h.

En eur barrez all, ar C'hoarezd o deus an aoter vrás da viska,
hed ar bloaz; mes qualez hi ha kempen a reont an oll iliz, der-
ch'ent ar gouelion bras.

E parrezio F. hag N., ar C'hoarez a rur eur c'hempenn bras d'ar zekreteri, eur vech hep mix.

A rammus al labour etrezho : pep rum a deue, d'e dro, da gaerat
ti an Aotrou Boue.

skouerou kaer roet gant tud bag o' ocus dispenseur roodou van
Fransez, an Tad nouia karet; mar karont, e raint eun draik
benag, hi ive, evit un Atrou Doue. Ha goude bezza heuilhet uman
pe uman euz ar skoueriou-ze, ha great koulz hag ar C'hoarezed-se,
marteze, gant an amzer, e raint guelloc'h. Breiz Kr.

LOURD, katekiz beo

KENDA DEVEZ

Lourd ha kenta guirionez ar c'hatékiz : Bez 'ez eus eun Doue.

Evel mean diazez ar guirioneziou hon deus ha gredi, ar c'hatékiz e lak ar vi-

rionez-man : bez 'ez eus eun Doue.

Katekiz hon eskopti ne ra nemet la-

varet : « Bez 'ez eus eun Doue », mes

ne glask ket hen diskouez, abalamour,

emichanz, pa oa bet great ar c'hatékiz-se, an oll en hor bro a grede e Doue.

Siouaz ! n'ema mui an traou evelse ha red eo en hon amzer diskouez ez eus eun Doue.

Ar virionez se a lugern skedus e Lourd : e Lourd, pep tra a embann hag a ziskouez ez eus eun Doue.

Bez 'ez eus meur a zoare da ziskouez ar virionez-se ; deomp a spered betek Lourd hag e velfomp kement-se.

Da genta, bez 'ez eus eun Doue peguir ar bed a zo ha peguir ar bed n'en deus ket gallet en em ober e unan.... Evel ma zeo red kaout eur mansoner evit ober eun ti, evelse ivesez ez eo red kaout eur c'hrouer evit ober eus a netra an nen hag an douar.

Mar-ho peuz c'hoant da lakat an dra-ze mat dirak ho taoulagad, sellit da genta ouz an ilizou kaer savet gant an dud e Lourd, ouz iliz ar Rozera hag an iliz-veur. Nag a ijin, nag a ouziegez n'eus ket bet red da gaout evit dont a benn eus eun hevelevez pez labour ! Ilizou Lourd a gan ijin an dud !

Mes lezif ho sellou da vont pelloc'h : sellit ouz an draonien a red enni ar Gav, sellit ouz an torgennou golocet a goajou, ouz ar meneziou golocet a erc'h hag a ra evel eur, zeizen c'hlaz pe eur gurunen veur en dro da Lourd ha livir d'in ha n'eo ket kaer an daolen. An daolen-ze goulkskoude n'eo ket bet great gant an dud ; an daolen-ze a zo bet great eus a neha. Pebez micherour-ze ni a ro an hano santez a Zoue.

Setu kenta doare da ziskouez ez eus eun Doue. Digemeret a reomp anez i Lourd eus daouarn ar Verc'hez-Vari. Kas a ra ac'hanomp betek he Mab evel ma gasas guechall betek ennan ar vesacien humbl hag ar rouanez vrás.

Enn eil doare da ziskouez ez eus eun Doue, e gaout a reomp en hor c'houstianz, er voussez hag a lavar d'eomp e vezimp rekompanset ma reomp ar mad ha kastizet ma reomp an drouk. Bez 'ez eus eta eun Test eus hon oberou ha ne c'heller kuzat netra outan, eun Test ha ne c'heller ket miret outan da roi da bep

— 35 —

hini ar rekompans en deus gounezet dre e oberou mat pe ar c'hastiz en deus meritet dre a wall oberou.

Pa vez pec'het, mouez ar goustianz a gemer eun hano all : hanvet e vez « morc'hed » e brezoneg, « remords » e galleg. Brouda 'ra ac'hanomp ken a reomp ar pez a c'houlen diganeomp. Ha petra c'houlen diganeomp ? Goulen a ra ma c'houlenmimp pardon eus hor pec'hejou ; lavaret a ra d'eomp e c'hell ar pec'hed beza pardonet var an douar-man, ez eo Doue ken truezus ha ma zeo leal, e c'hellomp hag e tleomp goulen truez hag ez eo red ober ar pez a fell da Zoue evit kaout e bardon. En eur ger, ar goustianz, deuet da veza morc'hed, a gas ac'hanomp d'ar gador-govez. Eno e kavomp eur beleg hag a zo bet lavaret d'ezan gant hor Zalver : « Ar pec'hejou a vez pardonet d'ar re a bardonfot d'ezo. »

Mat, e Lourd, ar goustianz dihunet gant gras hor Zalver Jezuz-Krist ha peden an Intron-Varia, a zo krenvoc'h he mouez egel e leac'h all. Bez 'ez eus mareou, evel da Bask, evel d'ar retrajou, evel d'ar misionou, mareou hag e sav ar goustianz uheloc'h he mouez ; mes bez ez eus ives leac'hioù da glevet guelloc'h ar vouez-se, Lourd a zo unan eus al leac'hioù-ze : n'eus leac'h all ebet eus an douar hag e vez kavet ennan kement a gadoriou kovez, na ken neubeut kement a bec'herien kaset betek enno gant o c'houstianz ha gant dorm ar Verc'hez gloriis Vari.

Ya, bez 'ez eus eun Doue hag ar goustianz eo e vouez !

Bez 'ez eus eun trede doare da ziskouez ez eus eun Doue. Setu hen aman : e peb amzer hag e pep bro ar virionez-se a zo bet kredet : ar pez a ziskonez ez eo skler hag eus da gompren memes evit ar berra sperezou, peguir ez eo kredet koulz gant ar bloblous ha gant ar bloblous desket.

Kement-se a zo eas da velet e Lourd en devez herio. Mont a ra tud da Lourd eus a bep tu hag e guirionez, eus pevar c'horn ar bed. Daoust ha bez ez eus eur blobl er bed, ha n'en defe ket c'hoaz digaset unan bennak eus e vulgate da bedi ehrs treid Intron Varia Lourd ? Ne gav ket d'in. E Lourd ez eus bet kanet meuleudi da Zoue ha goulenmet truez digantan e kement yez a zo. E Lourd ez eo bet kinniget sakrifiz santel an oferen gant beleien a bep bro. E Lourd ez eus bet guelet klanvourien digaset eus ar penn pella eus ar bed. E Lourd ouz bolz an iliz-veur, e veler banielou oll rouanteleziou an douar. Eus Lourd erfin ez eus distroet d'ar ger milionou a bec'herined laouen, starloch'h ha deounoc'h en o spered o feiz e Doue dre m'o doa guelet eno e vurzoudou.

Bez 'ez eus eun doare all da ziskouez ez eus eun Doue diazezet var e gomzou E-unan. Ni a velo kement-se varc'hoaz. Hennoz sonjop ez eo Mari mamm Doue ha mamm an dud ha goulenmimp diganti kemeret truez ouz he bugale dall, ouz ar re ne velont nags ar Mab nag ar Vamm !....

* *

SKOUER

PAREANZ EUR VAOUVEZ DALL

An Intron Bire, eus Santez-Jemin (*Vendée*)

An intron Bire, ganet Mari Lukaz, oajet a zaou vloaz ha daou gent, dimezet er bloavez 1886 ha mamm da c'houec'h krouadur a oa bet skoet en deveziou kenta a viz c'houevrer 1908 gant eur c'hlenned hag a reas d'ez i koll he zantimant vat épad c'houec'h devez. Pa deuas he anaoudegez d'ez i en dro ar paourkeas maouez a oa dall !

He dallentez a dueus eus ma oa distrujet en he fenn nervennou ar guéled. Ervez an dud a vicher, ar c'hlenned-se ne c'helle ket beza pareet.

An intron geas e lakeas neuze he fizianz en Hini a c'hell pep tra, hag a gavas an tu, goudre kalz a drabuillhou, da veza digemer etouez ar re glany a yee eus ar Vande da Lourd.

Kerkent ha goulou deiz, d'an eil devez, d'ar merc'her 5 a viz eost 1908 an intron Bire a c'houen beza kaset dirak ar Grott, evit komunia hag en em unani gant ar bec'hinered hag ar glanvourien all a oa eno o pedi.

Da zek heur ha kart, goudre an oferen diveza, e vez douget ar spesou zantel da iliz ar Rozera. Ha setu, eûn hag eûn, pa drémen ebiou d'ez i ar Zakramant meubet ra vezou eus an Aoter, ma sav an dallez, ma lavar goustadik : « Oh ! guelet a ran ar Ver'c'hez ! » ha ma kouez, semplet, en he goetur vihan. Mes ne zale ket da zistroi enni he-unan. Guelet a ra adarre, mes skler an taolman, skeuden vem an Intron Varia e kleuz ar roc'h, ha sellei a ra, leum a joa, ouz kement tra a zo en dro d'ez i.

An hini dall a vele !

Er buro, e leac'h ma z eo kaset deustu, ar vedisined niverus a zo eno a lavar ez eo deuet d'ez i ar guelet en dro; lenn a c'hell ar bihamma lizerennou laket dirazi. Eur medisin evit an daoulagad eus Roman, an aotrou Lainey, a fell d'ezan guelet eus a dostoc'h penaos ez eo c'hoarvezet ar burzud. Sellet a ra piz ouz he daoulagad : tra souezus ! Ar vaouez-se hag a vel, a vel gant daoulagad maro ! Mab he lagad a jom evel mouget ! ar vuez na dlee dont ennan nemet divezatoc'h.

Hag evit guir, vardo eur miz goudre, galvet da Boitiers, an intron Bire a zo sellet adarre ouz he daoulagad gant tri medisin, eur medisin belj en o souez, an aotrou Rubbrecht, hag an taol-man ne gaver tamm klenved ebed enno; gouned he daoulagad a zo yac'h, an intron Bire a zo pare mat ha pare diveas oll lezennou anavezet an natur.



ETREZOMP

Bennoz Doue ! gant eun nebeudik aliou.

Eur blijadur eo evidoum, azalek breman, trugarekat a greiz kalon, ar re o deus gret digemer vat da « Genteliou Sant Fransez », Bennoz Doue d'an Otrou Dupare, eskob Kemper ha Leoun, en deus bet ar vadelez da lavaret deomp e oa « eurus bras da velet moulla Kenteliou Sant Fransez » hag en deus benniget, evel eun tad, « ar Rener, ar skrivagnieren hag al lennerien. »

Bennoz Doue d'an Otrou Serrand, eskop Sant Briek ha Landreger, en deus skrivel deomp ar c'homizou man : « N'hellan « nemet meuli ho kelaouen vrezonek, pa ze guir ne glask nemet rei » da vugale Sant Fransez eus an Trede Urz speret guirion o Zad, « ha goulen a ran, var ho labour, guella bennoziou an neuv. »

Eun nebent amzer goudre e prize c'hoaz skriva deomp : « Eurus « oun o klevet ema ho kelaouen o vont da veza mouplet, hag o sonjal ez eus tri eus va beleien, dibabet mat, hag a skrivo enni. Plijet gant Doue rei dezi kalz, kalz lennerien, ha pedi ran Hor Zalver J.K. d'e benniga gant e Reiter hag ar re a labouro gantan. »

Bennoz Doue d'an Tad Jacques, superior an Tadou Kabusinet, evit ar vro, en deus ive roet skoazel deomp ha benniget ar gelaouen, gant e labourerien.

Trugarez, a wir galon, d'ar skrivagnerten o deus, hep marc'hata, en despet d'o labouriou all, kinniget din o fluen gouiziek, dre garantez evit Doue, evit Sant Fransez, evit an eneon hag evit ar vro.

Piou n'anavez ket gouiziegez an Otrou Chalonni Uguen, an Otronez Y. Madec, J. Le Goff, F. Gueguen, G. Saout, Y. Brochen, J. Cocaign, J. Clisson, an Tadou Barnabe, Fulgence, Tugdual hag Yvon ?

Ganto, « Kenteliou Sant Fransez » a zo sur da vont mal en dro. Ar gelaouen nevez a zo savet evit Bretonet Leoun, Kerne ha Treger : rak-se den ebet na vo soutez o kaout varni pennadon skrid e brezonek Leoun, pennadou all, e brezonek Kerne, ha pennadou all, e brezonek Treger. Gant eun tammoù bolontez vat, an holl a c'hello kompreñ peb tra.

Trugarez d'an dud o deus e frenet dija, evit eur bloaz, en eur laveret deomp e oa ezom d'e c'haout.

Trugarez d'ar re a labour da greski niver e lennerien; trugarez d'ar c'helaouennou o deus e embannet hag e meulet.

Trugarez, en eur ger, da gement hini en deus roet sikour deomp en eun doare bennag.

Ar « Chenteliou », en eur rei magadurez iac'huis ha santel da eneou o lennerien, a glasko lakat bugale familh vras Sant Fransez d'en em anaout guelloc'h ha d'en em garet muoc'h. Keleier vo kavet enno divarbem Urs Sant Fransez a bez, met keleier, dreist peb tra, divarbenn breuriezou ar vro; na vo ken d'ober nemet digas deomp ar unia guella eus ar c'helleier ze.

Hervez eur c'hustum santel, ni lako pedi, bep miz, evit hor breddeur ha c'hoarezet maro eus an Trede-Urz. Unan bennag, eus peb breuriez, hag a voar skriva, a gaso eta d'an Tad Reuer hanouï ha lez-hanouï ar re varo, o hano breur, pe c'hoar, oad, deiz o profesonie ha deiz o maro.

Neus gouennen netra evit kementse; goueskoude mar ve roet eun aluzennig bennag e timinchoù, e vo digemeret gant anaoudegez vat.

Lakat a refomp pedi ive evit an holl memoziou digaset deomp : tud klany, pec'hien, traou kollet, etc....

An Tad Reuer o vo prest ato da rei sklerijen d'al lennerien var gement a c'houennint; goueskoude, evel ma koustken ker kas lizeñiou breman, int pedet da lakat eum timbr evit ar respoult.

C'hous eur vech, bennoz Doue ! trugarez ! Ra blijo gant hon Tad Sant Fransez astenn, varnœ'h la var ho familialhou, e zourn tachet, evit ho penniga !

PEDENNOU GOULENNET

Lennerien kristen, pedit evit :

Hon Tad Santel ar Pab, an Otronez Eskibien, ar veleien, Urz Sant Fransez, ar visionerien, breuriezou Breiz.
Eur gouent, — eur plac'h yaouank klany, — eur familh ankeñiet.

Tud galvet d'ar gouent. — Distro meur a bec'her ouz Doue.

MISIONOU. — Pedit kalonek evit ar misionou roet gant hon Tadou, ma tougnt frouez puili evit gloar Doue ha silvidez an aneon :

E Ploare, eus an 12 d'an 30 a viz Genver, gant an Tadou Barnabe, Fulgence hag Yvon.
E Canihuel, eus an 10 d'ar 27 a viz c'houevrer, gant an Tadou Barnabe Fulgence ha Tugdual.

cum permisso superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Soullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orlant.



Ra vez meulet Jezuz Krist !

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Goueliou ar miz.....	37
Lizer hon Tad Santel ar Pab Pi XI.....	40
Buez Sant Fransez a Assis.....	46
Ar spred a binijen.....	46
Kelou eus ar Breuriezou.....	47
En Otto Sant Erwan — Eilvet pennad.....	48
An den evurus Per a Stamm.....	52
Bleuniou Sant Fransez.....	55
Lourd, katekiz beo.....	57
Pedennoù gouennet	57

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz

MIZ MEURZ

- 1 Meurz Ofiz an de.
 2 Mercher .. *Mercher al ludu.*
 PLAC' EÜRUS AGNES A BRAG, gwerc'hez euz an Eil Urz.
 3 Yaou Ofiz an de.
 4 Gwener ... S. Kasimir, kovez. — *Hent ar Groaz.* — A.J. — I.P.
 5 Sadorn ... S. YAN-JOSEF AR GROAZ, kovez. euz an Chenta Urz. — I.P.

- 6 Sul *Kenta Sul a Choareiz.*
 SANTEZ KOLETTA, gwerc'hez euz an Eil Urz. — I.P.
 7 Lun S. Thomas a Akin, kovez, ha Doktor.
 8 Meurz S. YAN DOUE, kovez. euz an Trede-Urz.
 9 Merc'hier .. *Pevare amzer (Daouzek deizioù).* — SANTEZ KATEL A VOLOGN,
 gwerc'hez euz ar Chenta Urz. — I.P.
 10 Yaou An Daou-ugent Kurinnet merzeriet en Sebast.
 11 Gwener ... *Pevare amzer (Daouzek deizioù).* — TUD EÜRUS YAN-BADE-
 ZOUR HA KRISTOL, kovez. euz ar Chenta Urz.
 12 Sadorn ... *Pevare amzer (Daouzek deizioù).* — S. POL A LEON.

- 13 Sul *Eil Sul a Choareiz.*
 DEN EÜRUS AGNELLO, kovez. euz ar Chenta Urz.
 14 Lun Ofiz an de.
 15 Meurz Ofiz an de.
 16 Mercher .. Ofiz an de.
 17 Yaou S. Patrik, eskob.
 18 Gwener ... DEN EÜRUS SALVATOR, kovez. euz ar Chenta Urz.
 19 Sadorn ... S. JOSEF, pried. ar Werchez Vari. — A.J. — I.P.

- 20 Sul *Trivet Sul a Choareiz.*
 TUD EÜRUS YAN A BARM ha MARK, kovez. euz ar Chenta Urz.
 DEN EÜRUS HIPPOLYT, kovez. euz an Trede-Urz.
 21 Lun S. Beneat, abad.
 22 Meurz S. BENVENU, eskob euz ar Chenta Urz.
 23 Mercher .. Ofiz an de.
 24 Yaou S. Gabriel, archâl.
 25 Gwener ... ANNONSIASION AR WERCHEZ VARI. — A.J. — I.P.
 DEN EÜRUS JEREMI LAMBERTINGHI, kovez. euz an Trede-Urz.
 26 Sadorn ... DEN EÜRUS DIDAS-JOSEF A GADIX, kabusin. — I.P.
- 27 Sul *Pevare Sul a Choareiz.*
 S. YAN KAPISTRAN, kovez. euz ar Chenta Urz. — I.P.
 28 Lun PLACH EÜRUS JANN-MARI A VAILLE, intanvez euz an Trede-Urz.
 29 Meurz Ofiz an de.
 30 Mercher .. Ofiz an de.
 31 Yaou Ofiz an de.
 Ar Gwener Groaz. Kemeret gant peb unam : I.P.



Lizer hon Tad Santel ar Pab PI XI

DIWARBENN AR 700^e BLOAVEZ GOUDE MARO SANT FRANZEZ ASIZ
 (Kendaich).

Doareou ar bed, hag an Itali dreistholl en amzer Sant Fransez.

Pep hini ac'hano'h, Breudeur enorus, a oar pegen trubuilhus ha pegen ankenius oa stad ar bed hag himi an dud en amzer Sant Fransez. Lakomp e oa ar feiz gwriziennet dounno'e'h neuze er c'halzonou; red mat hen anzav pa weler d'ar mareouze, an dud a bep stad o redek, holl a unan, daoust ma n'oant ket gwir zoudarded, da vroioù ar Say-heol evit tenna Bez hor Zalver a-dre daouarn an Turked. Daoust da gement-man, e park an Aotrour Doué e save hag e kreske mnioe'h mui al louzeier fall, da lavaret eo ar c'hredennou faoz, hadet gant tud a ouie rei da gredi ez oant kristenien fur ha santel, hag a lake da fazia buan awale'h eur c'halzik a eneou diaviz ha gwan : c'houezet ganto tangwall ar gasoni a groge er c'halzonou. Gwelet e veze tud oc'h en em zevel eneb liiz hor Zalver, o tamall d'ez i pec'hejou lod eus he bugale, hag o tiskleria gant lorc'h oant galvet gant Doue d'he zantelaat. Abarz nemeur avat, dre ma taolent dismegans war an Tad Santel ar Pab, e tiskouezent anat d'an holl ar pez a ao en o

zouj. Al lodenn vrasa anezo en em roas d'an dizurziou mezusa ; klask a rejont zoken lakat ar freuz hag ar reuz etouez an dud en eur zismantri ar pez a zo mén-diazez ar relijon, an tiegeziou hag ar rouanteleziou. Meur a wech eo bet gwelet, edoug ar c'hantvejou enebourien an Iliz o rei an dorn da enebourien ar vro.

Ar feiz a oa c'hoaz heo en eneou, daoust m'oa klouaraet mat. Karantez an dud avat onz an Aotrou Doue a oa ker yenaet ma seblante beza maro pe dostik. An dud n'en em glevent ket, hag en Itali, dreistholl, dalc'hmat e save brezel etre ar c'hériou : ar re vrasa a glaske lakat ar re vilanoc'h da blega d'ezo, hag ar re-man d'o zro a boanie d'en em denna a zindan ar yeo ; e pep ker zoken e save bec'h etre ar re a glaske ober o mistri enni.

Abalámour da gement-se, diouz an daou du, e veze dismantre lazerez didruez : keriou a veze preizatet ha losket ; an dud a veze kaset er mèz eus o bro, o danvez hag o madou a veze gwærzet. Trézus meurbet oa doare-beva eul lodenn vrás eus an dud :

Etre mistri ha servicherien, etre bras ha bihan, etre paour ha pinvidik, perc'henn ha merour, ez oa neuze muioc'h a gemm hag a zisparti eget n'oa dereat : an dud a renk izel a veze gwasket hag evel breset gand an dud a renk uheloc'h, heb n'hellent en em zifenn. Re zouget d'en em garet o unan, re droet gant madou an douar, an holl ne c'hoantaent nemet eun dra : dustum ha bernia danvez. N'oa ket a lezennou e nep lec'h evit merka an dispnou hag d'ezo pep hini a glaske diskouez gant lore'h e binividigez dre ar gwiskamanchou, ar banveiou, ar plijadureziou a bep seurt. Ne vez nemet disprizans evit ar baourentez hag ar beorien ; an dud taget gant klenved al lorgnez, niverus-tre en amzeriou-ze, a veze miret onto chom etouez an dud all, hag a ranke mont d'a veva e tiez savet evito e-tal ar c'hériou. Ha ret eo laret e krogue re alies klenved an ebatoù direol er re-ze zoken hag o devoa dre garg da rei skouer vat d'an holl ; daout ma 'z oa kouskoud etouez an dud a iliz meur a hini o veva evel sent.

Deut e oa ar c'hz da brofta ar muia ma c'helled a bep tra ; darn a denne arc'hant digant an nesa dre grizder, pe dre uzulierez ; darn all her c'haske en eur werza ar c'hargou-uhel, an enoriou, ar justis zoken, en eur lezel o buhez gand a dorfetourien barnet d'ar maro, p'o deveze arc'hant da rei d'o barnerien.

An Iliz a gredas tamall ha katziza. Met penôs digas gwellaenn pa weded an impalaered o-unan o rei skouer-fall d'an holl, o tizenti ouz ar Pabed, o teurz zoken dismegans warmo. Ar relijuzed, hag o doa grêt kement a vad, deuet da veza re henvel ouz an dud all, n'hellent nui diarbenn, an droug. Gwir eo, meur a Urz, savet nevez a oa, evit ar wazed, a roe eun tammik harp d'an Iliz, re nebeut avat evit rei ar pare da eur bed deuet da veza re glanv, hag a c'houenne evit gwellaat e stad muioc'h c'hoaz a sklerjenn hag a garantie.

Eur gerig diwarbenn Santelez Sant Fransez.

Evit rei d'ar bed ar sklerjenn en doa ezomm, evit e lakat da zenti ouz lezenn an Aviel, an Aotrou Doue en deus dibabet Sant Fransez, ha grêt d'ezan lugerni evel eun heol. Rak, hervez komzou

Dant, ar barz brudet, ha re Thomas a Gelano : « lugerni a rea evel eur steredenn e kreiz tenvalijenn an noz a c'holoe an douar ».

Pa oa pôtr yaouank, eur spered lemm ha gouiziek d'ezan, e karie, diouz ma konter, gwiska dilhajou kaer, flour hag aec, paea prejou ker d'e vignoned, ha redek ganto dre ruiou Asiz en eur gana kanaouennou plijadurus. An holl koulskoude a anzave oa direbech e vuhez, onest e gomzou, distag e galon diouz madou an douar. Goude beza bet prizoniet e Perouz, warlerc'h eur brezel, goude beza bet gwasket gand eur c'hlenned, e welas, n'eo ket heb estor, n'oa mui ar memez den. Koulskoude, gand aon da gleyet mouez Doue, e tec'has war hent an Apuli, mall gantan ober taolion kaer, evit gounit brud. E kreiz e veach, eur vouez deuet eus an neny a c'hourc'hennemas d'ezan distrei da Asiz : « Eno, eme ar vrouez, e kleroc'h petra ho peus da ober. »

Goude beza chomet eur pennad hep gouzout petra c'houenne Doue digantan, eun dervez, o klevet lenn en iliz, epad an oferen, al lodenn Aviel a zo ano ennan eus ar baourentezen en doa gour'hennet a Zalver d'e Ebestel, kent o ehas da brezel dre ar Galilé, e teus da gompren e ranke beva hervez lezenn an Aviel, ha servicha Jezuz-Krist. Diwar neuze e poanias da veza henvel ouz Jezuz, hag a-unan gantan a spered hag a galon. « Etouez an dud, koulz ha pa veze e unan penn, ne ehane da zonjal e kroaz hor Zalver. En amzer genta m'edo o servicha an Doue krusifet, e welas meur a wech, pe re all a welas abalamour d'ezan, kroaziou burzodus » (Thomas a Gelano).

Bet eo, e gwirionez, eur zoudard leal ha kalonek, eur marc'hek dispar, en arme Jezuz. Evit dont da veza, hen hag e ziskibien, henvel a gremm ouz e Vestr, en doa kemeret ar pleg da glask dalc'hmat ali an Aviel. War an Aviel en deus diazezet al lezenn en deus lezet gand e venec'h, ha buhez an Ebestel eo en deus laket dirag o daoulagad, evit ma kemerent skouer diwaro. Hag evit-se, eo e skrivas ar c'homzou man er penn kenta eus e reolenn : « Setu aman berr Reolem ha buhez Bredeleur ma Urz : hentin penn da benn lezenn zantel Aviel hor Zalver Jezuz-Krist ». (Da genderc'het).

Seder ato !

Elec'h beza o klemm 've drein da heul ar roz,
Ankeniou peurvuia da heul al levenez,
Bezomp laouen kentoc'h ha lavaromp hemoz,
Dre ma ve roz er sperr ha joa 'mesk an enkre !

SEB.





Buez Sant Fransez a Assis

PENNAD KENTA

HE YAOUANKIZ ER BED

1. — He c'himivelez.

Assis a zo eur gear goant, diazezet oc'h eun dorgen, hueloc'h eget eur vro gaer ha pinvidig, goloet a c'blasvez hag a vleun, gant guiniennou druz ha guez olivez yac'hus. Feunteuniou ha dour red a ro buez ha freskadurez d'ar parkeier ha d'ar foenneier, meñziou Montefalco hag an Apennin a zav varzu an nénv ho c'hern ourgouillus. Eno, er vro-ze ken dudius da velet, eo bet savet Sant Fransez, ar Paour dispar, an hini a zo bet hag a joun atao, ar skouer kaera euz paourentez Mab Doue er bed-man.

Ganet eo bet, var a greder, d'ar 26 a viz guengolo 1182, bet eo frouez kenta pedennou he vam. Hé dad a veze great anezhan Per Bernardone; he vam a oa Pika, ganet er c'gresdeiz eiz ar Frans, en eur vro banvet ar Provens, hag a vele alies, en amzer-ze, marc'hadourien an Itali. Per en doa soursi gant an arc'hant hag

— 41 —

an danvez, pinvidig e oa, mont a rea alies er Frans da brena ar sez hag ar mezer a briz, epad ma tioualle Pika ar gear.

Glac'haret o velet n'e doa ket a vugale, ar vestrez yaouank a ziskenn avechou betek eur jaipelik konsakret da Itron Varia an Elez, hag eno e pede a greiz kalon Mam zantel an Aotrou Doue da rei d'ezhi eur c'hrouadur. He feden a oue selouet.

Pa deuas an dervezioù ma thié genel ar c'hrouadur, ar vam a oue er boan hag en anken : « Ar bugel, eme eur pardouer hag a deuas d'an ti heb ma c'houfet dioc'h a be leac'h, ar bugel na velo an deiz nemet en eur c'hraou. »



Pika a oue souezet da genta pa oue diskleriet d'ezhi komzou an den, senti a reas elevato, hag ar c'hrouadur a c'hanas kerkent er c'hraou, var ar plouz. Ar c'hraou-ze, santeleat gant eur c'hrouadur ker mignoun da Zoue, a zo bet great anezhan eun orator, eun ti a beden, ha pardoueren Assis a c'hell leum a zioc'h an or ar c'homzou kaer-man :

Er c'hraou-man, guechall, en orator chenchet,
Eo ganet Sant Fransez, guir vellezour ar bed.

Eur gur gristen n'eou souezet, e doare ebet, o klevet hanou euz ar giniivelez-se. Mab Doue a zo ganet e kraou Bethleem, Fransez, he zervicher bras, mignoun ar baourentez evel Hor Zalver, a zo ganet, hen ive, en eur c'hraou, var ar plouz.

3. — Fransez krouadur.

An historiou koz na drouc'hont ket eur ger diwar benn bloaveziou kenta ar zant; lavaret a reont eun dra hebken : he vam a oa eur guir van gristen, soursius euz he deveriou. Entent a c'heller eta e vagas he-unan he c'hrouadur, e teskas d'ezhan he greansou, e voazas anezhan da groazia he zaouarn ha da bedi, e taolas evez mad anezan atao hag e peb leac'h. Doue hebken a oar pegement a c'hrasou a den d'eun c'hrouadur dre eur vam devot.

Evel ma teu ar bokeiou, gant gliz ar mintin ha bannou an heol da zispaka ha da zigeri koant ha fresk, evelise spered ar c'hrouadur a zigore gant kentelio he vam. Bez 'en devoue eur breur hag a oue hanvet Anjelo da lavaret eo, eal; pa oue Fransez en oad da studia, e oue kaset da skol gristen beleien Sant-Jorj, tost aoualc'h d'he di.

Ar paotrik en doa spered, mès ne oue ket lezet da goza er skol, kerken ha ma ouezas eur ger latin benag, e rankas choum er gear da zikour he dad. Vardo pevarzek vloaz e oa neuze.

Fransez, mad da denti ouz he dad hag he vam, mad da dremen diouz an hostizien, laouen atao evit an oll, a oue buan eur zikour euz ar re vella evit he dud. An tad a oue lorzh' enhan, ha dizale, e roas d'he vab kosa eul loden euz ar gounedigez a veze great en ti.

4. — Roue ar baotred yaouank.

Fransez a gavas buan implij d'he venneien. Kalz paotred a oa e kear Assis, mab Per Bernardone a glaskas kamaradet euz he renk, hag o veza m'en doa arc'hant da foran, ar re all a rea atao eun digemer mad d'ezhan. Mont a rea gantho dre riou kear en eur gana, ha p'en dese paet eur pred mad ha lipous d'ezho, ar moneziou a veze c'hoaz krenvoc'h da skiltrusoc'h. Evelato, biskoaz ne ganas soniou re skany, soniou dem-louz. Er berr amizer, ar marc'hadour yaouank a oue rone paotred Assis.

Troet gant ar bed evel ma oa en amzer-ze, an den yaouank a deus buan da garet an dillad brao : guisket faro e veze.

Mont a reas dizale dreist rouden ar furnez evit ar guiskamant : ar mezer, ar sein ne vezent mors e gaer evithan, hag en doare-ze, e rea dispignou bras.

An tad, foug enhan da genta o velet he vab meulet dreist an oll gant ar baotred yaouank euz he oad, a gavas dies evelato p'her guelas o foran he arc'hant ken dizoursi-ze. « Mah, emezhan, lavaret a rafet ez out mab eur roue kentoc'h eget mab eur marc'hadour, » mes Fransez ne rea van, hag a gendale'h. He vam hen difenne : « Hor mab, emezhi, a yev evel eur prins yaouank, mes dizezatoc'h e vovo evel eur prins euz an nenv. »

Petra rea d'ezhi komz en doare-ze ? Sonj e doa, sur aoualc'h, euz komzou eal ar giniyelez : « Eur zant bras e vez ar c'hrouadur-man, » ha neuze, gouzout a rea e choume he mab pur. Evit guir, piou a zifennou eur c'hrouadur, ma n'eo ket ar vam eo ?



2. — Badezet eo.

Ar c'hrouadur beuniget a oue kaset buan d'an iliz da vadezi, reseo a reas ar zakramant en iliz Sant Rufin; hanvet e oue Ian en hemor da zant Ian Vadezour. Pa oue distroet d'ar gear, setu eur pardouner o c'houlen he velet : ar vagerez a lavaras nan da genta, mes an den a bedas kement, ma oue digaset an ealiq d'ezhan.

Eurus ha laouen, ar pardonner a gemeras ar c'hrouadur, a bokas d'ezhan gant teneredigez, hag her rentas d'he vagerez en eur ziskleria : « Daou grouadur a zo ganet hirio er gear-man : unan anezho, an hini a zo var va divreac'h, a vezou eur zant bras, egile a vezou eur pec'her euz ar re voasa ». Var ar c'homzou-ze, an den a reas sin ar groaz var skoaz kleiz ar c'hrouadur, a bedas ar vagerez da gaout soursi ganthan, ha padal, ne oue mui guelet.

Piou e oa ar pardonner-ze ? Eun eal, mechans, hag a deue, a berz Doue, da ziskleria d'ar vam, peger presius e oa an tenzor fiziet enni.

D'ar mare-ze, Per Kernaldone a rea eur veach er Frans evit he gemverz. Foug bras a oue enhan, d'an distro, pa velas he vab, ha pa oue diskleriet d'ezhan kement a oa c'hoarvezet d'he c'hinivelez. Lavaret a reas neuze : « Karet a ran ar Frans abalamour m'e deus roet d'in va fried ha ma 'z eus tud vad er vromour, setu perak va c'hrouadur a vezou great Fransez anezhan, ha n'eo ket Ian eo, » Nak a sked a dlie rei ar mab d'an hano-ze !



Pe seurt doare den e oa neuze Fransez, e kreiz he vrud ? Setu ama he batrom : An den yaouank a oa eur c'hrenn den, stumet mad. Treud e oa kentoc'h eget lard, eur c'hrac'h fin d'ezhan. He dal a oa digor ha ledan, he zent guen ha stard, he vleo du, he zrem kaer, eun tamik devet gant an heol, he vuzellou a oa koant hag he vousc'hoarz dudius. He zaoulagad du a oa leun a dan, a zousder hag a vodesti; ar peoc'h ha purete he ene a lugerne var he zrem, hag a roe sked d'ezhan.

Gant an dra-ze, Fransez a oa mad da gaozeal gant furnez, he vonez a oa flour hag eas da ren evit ar c'han, mad e oa da c'hoarzin ha da rei levenez d'ar re all, eün en he oberou, ha leun a galon evit an oll.

5. — He burete hag he garantez evit an nesa.

Diou vertuz kaer a viras neuze Fransez d'en em goll gant ar bed : he burete hag he garantez evit ar beorien.

He burete a oa bras, ha biskoaz ger divalo na gouezas diwar he vuzellou. Guir eo, ar baotred yaouank a oa en dro d'ezhan ne oant ket ker chast hag hen, eur gomz dizoare benag a gleve eur vech en amzer, mes ar re all a ouie ervaed e reant poan da Fransez, setu ma taolent muioc'hik a evez. « Doue a zioualle he zervicher, » eme zant Bonavantur, pa skrivas Buez Sant Fransez. Penaoz e vefemp souezet o velet Doue o tiouall Fransez, pa zonjomp e tlie he izili dougen divezatoc'h merkou Gouliou Hor Zalver ?

Eun den, ha ne oa ket fur aoualc'h a bent all, a ziskouezas diwar neuze ar respet a oa dleet da vab Per Bernardone. Ken alies guech ha ma kave Fransez var he bent, an hanter zod a ziviske he vantel, hag hen astenne dindan treid ar zant ; « Henori a ran a vreman, emezhan, enn den hag a raio traou kaer dizale, hag a vezou meulet dre ar bed oll. »

Eil vertuz kaer Fransez a oa he garantez evit ar beorien. Lavaret a rea he-uman divezatoc'h d'he ziskouezas genta : « Biskoaz paour n'en deus gouleñet eun draik benag diganen, heb na ven bet tenerreat e gouleñet va c'halon ». Rei a rea eta an aluzen gant largentez ha gant plijadur.

Dre ma save, dre ma c'houenez muioc'h a arc'hant, en deveze muioc'h da zispign, hag ar peb brasa a yea, da genta, etre daouarn ar baotred a gemere ho ebatou ganthan. Mes eun dervez e teus d'ezhan eur zonj euz an neny : « Brokus out, Fransez, emezhan o komz outhan he unan, brokus evit da vignouened, mad eo, mes epad pegeit e rentint d'id karantez evit karantez ? Epad nebeudik aoualc'h a amzer. Ma res er vad-se d'ar paour evit Doue, epad pegeit er pezo da c'houunit ? Epad an eternite. Ha Doue a zo mad da zigoll an neb a ra aluzen. » Var ar zoñj-se, an den yaouank a deusas da veza euz ar re vrokusa e kenver ar paour.

Eun dervez elevato, pa oa an den yaouank oc'h entent ouz eun toullad tud bodet en dro d'ezhan en he stal vezet, ha mall ganthro beza servichet, e kasas diwar he dro, hag heb netra, eur paour keaz hag a c'houlenne enn dra benag, en han Doue. « Re a labour am eus d'ober bremen, » eme Fransez.

A veac'h e oa eat ar paour kuit, ma savas keuz gant Fransez. « Ma ve bet deut an den-ze, emezhan, da c'houlen eun aluzen diganez en hano eun duk pe eur c'homt euz an noblans, te pefe roet d'ezhan dioc'hlu he c'houlen, ha laouen c'hoaz. Hogen, ar paourze a dueu e guirionez euz perz roue ar rouaned ha mestr ar vistri, hag e leac'h he zelaou, te geus he gaset kuit seac'h ha dichek ! » Glac'haret oll, Fransez a reas lam euz he stal, a bakas buan ar paour, a roas d'ezhan eun aluzen binividig, hag a lavaras da Zoue : « Biken mui na joumin heb rei eun aluzen benag d'an neb a c'houlenno diganen, en han ! Doue. »

Hed he vuez, ar zant a viras he bromesa.

F.M.

Eur yalc'hat aour
Ra vad d'ar paour :
Eun tamm karantez guirion
Ra muioc'h vad d'ar galon.

SEB.



Ar spered a binijenn ha Sant Franséz a Asiz

En e Lizer-Meur eus an dregont a ebrel 1926, ar Pab Pi XI a gomz evveln eus Sant Fransez a Asiz. »

« P'en doe evit mat troet kein d'ar bed, ec'h en em lakeas da vouga youlou direiz a galon, ha ma teuent da glask birvi, ez ae hep marc'hata d'en em ruilh etouez an drez hag ar spern pe d'en em doler en dour yen e kreiz ar goanv.

Ne ehane, dre e skoueriou hag e gomzou, da zougenn an dud d'ober pinijenn.

Var e gorf e lakee eur c'houriz-reun, evit gwiskamant en doa eur vantel paour ha garo, diarc'henn e valee, hag evit kousket e tole e benn var eur maen pe eum tammo koad, ne gemere a voued nemet ar pez a oa ret evit chom beo, hag e veske c'hoaz ar boued-ze gant dour ha ludu evit m'en defe blazenn fall; tremen a rae zoken al lodenn vrasa eus ar bloaz var yun, kouls lavaret. E gorf, hanvet gantan loen-samm, a gastize hep truez pe hen a vije yac'h, pe hen a vije klanv. Ma klaske ar c'horf enebi ouz ar spered, e kastize anezan gwasoc'h c'hoaz. Er bloaveziou diveza eus e vuhez, deuet da veza demhenvel ouz ar C'christ, evel staget ouz ar groaz dre ar gouliou a oa en e izili, bournet gant ar c'hlevenjou neuze zoken ne roas d'e gorf an distera ehan, an distera frealzidigez. Poania a reas en hevelep doare da voaza e vendeur d'ober pinijenn. Evelato e lavaras d'ezo ne dlient ket mont dreist ar muzul. »

Ezomm a oa, e amzer sant Fransez, d'ober pinijenn. An holl a oa troet, evel hirio, da c'houmit arc'hant, kalz arc'hant, ha buan. Ha perak ? Evel hirio, evit prena dilhad kaer, ober leinou bras ha kaout plijadureziou a hep seurt. N'o doa nemet disnriz evit ar beorien hag ar baourantez, heug o doa ouz an dud lor, stank d'ar mare-ze, hag a veze bodet e tiez savet evito pell eus an tiez all, ha dilezet.

An dud a Iliz zoken, ar venec'h en-o c'houentchou, n'o doa ket holl gouezet en em zifenn ouz ar gizou fall a rene ar bed, ha meur a himi o doa dilezet spered an Aviel.

Poent oa e teufe unan bennak da gomz d'an dud en hano Aviel Jesus-Krist ha deva hervez an Aviel-ze, evit deski d'ar grisstenien penos e bleont beva, ma fell d'ezo e gwirionez beza krisstenien.

Doue a generas truez ouz an dud hag a zigasas d'ezo Sant Fransez a Asiz da brezeg ar binijenn, da zeski hent ar Baradoz d'ar re n'e anavezent mui.

Klevet a reas eun deiz en eun iliz ar c'homzou-man eus an Aviel : « Na zougit ganeoc'h nag aour, nag arc'hant, na diou wiskamant, na boutou, na baz. »

Kemeret a reas ger evit ger kenteliou an Aviel, ha senti a reas onto. Ne voe gwenneg ebet mui en e c'hodell, ne zougas mui nemet eur vantel baour, var e dreid noaz a valee dre an bentchou.

Varlere'h o zad Sant Fransez, varlere'h an holl zent zo bet var an douar varlere'h Hor Zalver, tud an Trede Urz a garo ive ober pinijenn. Gwisket e vezint dereat, met ne glaskint morse an dilhad kaer, a briz bras. Ar mere'hed, sentus ouz aliou an Tad santel er Pab hag an eskipien, en em zionallo diouz ar gizou divalo a zo en em skignet bremant e pep lec'h, kouls lavaret, a zougo saeou hir a ziskenn beteg an treid, dilhad da c'holoi o gouzoung. Ret eo mont eneb ar c'hiz, pa vez ar c'hiz diskiant.

Ne raint ket dispignou foll evit an debri hag an eva, hag o yeched ne vezet nemet gwelloc'h, hag e chomo ganto peadra d'ober aluzenn.

Karet a raint yun bep gwech m'eo merket d'ezo en o reolenn, hag aliesoc'h zoken, m'o deus nerz awalc'h.

Dalc'hher a raint var o zeod, karantezus e vezint en o c'homzou.

Ne lezint dervez ebet da dremen hep kinnig da Zoue pedennou, pinijennou hag oberou mat.

J.U.

Kelou eus ar Breuriezou

Kerrien. — An Tad Barnabe zo bet o velet c'hoarezet an Trede-Urz e Kerrien (eskopti Kemper), hag en deus prezeget d'ezo eun tammig retrod, d'an 2 ha d'an 3 a viz C'houevr.

En despet d'an amzer gris, ar c'hoarezet a zo deut, memez ar re goz, ar muia ma c'hellent, da glevet e genteliou. Mar o deus roet skouer vat en amzer dremenet, fianz on deus e labourint c'hoaz muioch, en amzer da zont, evit miret doujans ha karante Doue, er barrez. Ra blijo gant Hor Zalver hag hon Tad Sant Fransez o benniga !

Poullan. — Epad ar mision roet e Poullan (here 1924) 17 plac'h iaouank pe gragez a generas skapuler Sant Fransez. Ar Vreuriez renet eus ar gwella a zo béo-buezek. An Tad Bizitour, elec'h eum tamall c'houero bennag, n'eus bet nemet meuleudi da rei d'ar C'hoarezet. Unan eus ar re-ma 'zo bet galvet da ren ar vuhe pinijennus Leanedez Santez Klara.

13 a gener Kenteliou Sant Fransez.

Ploare. — An holl dud a oar ar vad grêt gwechall e parrez brudet Ploare dre ar misionner santel Dom Mikêl an Nobletz.

Daoust d'ar skouerion milliget an amzer a vrema, eul loden vrasan eus Ploareiz a chom-fidel d'ar feiz o zadou koz.

Hen diskroet o deus o tont niversus da selouar ar 5 prezegenn grêt bende en o iliz epad 15 deiz. Hen diskroet o deus dre ar prosesion gaer grêt en deiz diveza evit enori hon Zalver hag e Groaz.

Hen diskroet o deus zoken o kemer 45 ané skapuler Sant Fransez. Ra blijo digant Doue himiga tud Ploare ha rei buhe hir d'ar Vreuriez neve.



En Otro Sant Erwan

EILVET PENNAD

Sant Erwan en skoliou Paris hag Orléans — E vue zantel dija.

« Scientis clarus refusit. » (1)

An amzer a dremene buhan en maner Kervarzin. Krog e oa dija ar bla 1267 hag Yvonig a oa breman oajet a bevarzek vla.

E dad hag e vamm bag o doa, goudre Doue, laket da ziwan en e galong gian bleuenn gaer ar furnez, a oa en o c'halon eul levezenez divent, al levezenez gwirion a danva an holl gerent gristen pa welont o bugale o vont eun bepred gant an hent mat diskouezet d'ê gante.

Ar re hen anaveze, ar re her gwele o tont hag o vont, ar re a veve endro da Gervarzin o doa evit Erwan eur garante doujus. Evite holl hon fotrig a oa eur skouer pemdeiek. E fe, e garante evit an Otro Doue, e c'hlandez, e zousder, e vadlez e kenver ar beorien (2) o doa goneet d'ezan an holl galonou.

Siouaz ! pep tra a dremen... hag an amzer evurus, hon defekement a c'hoant da viret dalc'hmat, a zeblant nijal.... Blaveziouz dizouz eur yaouankiz dinez'h, tremenet dindan lagad madelezus kerent azeulet (3), nag a bed a sonj ennoe'h gant keun ha gant daelou !.... Nag a bed na intentont nemet diwezat, pa o deve tanvaet bora c'houero ar yue, pegen dous eo beva « er ger » ha peger c'houeli eo kaout war e dro eun tad hag eur vamm bepred leun a breder !....

Mez m'hen deus gwelet, blaveziou kentan Yvonig Helouri a voe evurus bras. Mez evitan ive a oa achi breman amzer ar vugaleaj.

Desket en doa kement a c'halle deski d'ezan Yann a Gergoz ha person Pleuvian. Red e oa sellet a-zevri (4) ouz an amzer da zont.

Garo e oa, a dra zur, evit Helouri hag Azou sonjal en parti. Hogen n'halled ket lezel hep magadurez eur spred ken digor. Goudre beza goulenmet ali beleien Landreger, ali o mignoned, an daou bried, fraillhet avat o c'halon, a assantas lezel Yvonig da vont pell diouz ar ger da heuilh kelennadurez mestrou brudet skoliou meur Paris.

Doue a lake, dre eno, kerent e « vignonig bihan » d'Ezikour da ziazeza zantelz o malig. An ofreadur a roent d'ezan a digore dirakan an hent a dilee e gas ken uhel hag e lakat da enebi ouz ar gaou en eum doare kén skedus.

Evelse an Holl C'halloudek hon kas hag hon digas evel ma plij

(1) « Skedi a reas dre ar onziegez » (ovis Sant Erwan).

(2) Alies, ez yaouank, e kemere dija, hep gout d'e dud, eun draig bennag, war e brejou evit hen rei d'ar beorien.

(3) Azeulet : pour lesquels on a un culte.

(4) A-zevri : pour de bon.

gantan. En digoueziou disteran hon bue e kavfemp alies, ma tol-femp evez, E zorn madelezus.

En deiou diwezan a viz gwengolo 1267, Erwan Helouri a gimidas ouz e dad, ouz e vamm, ouz e vignoned, ouz e beorien, niverus dija, ouz bro gaer e gavel.... hag en em lakeas en hent evit ker-benn Bro-C'hall, a gevred gant Yann a Gergoz. Goudre beza bet e vestr, heman a duez a vezza e genseurt. Epad e studi e vo bepred e kichen Yvonig er memez kambr, ouz an hevelep tol, oc'h ober ar memez deveriou....

Pa arrujont e Paris, goudre eur veaj hirr ha poanius, e kavjont eno, a leiz a skolaerien all diredet a bep tu da gas da benn, evelle o studi (1).

Evel just e-touez kement a dud yaouank ez oa eun tammig a bep seurt. E kichen ar re a laboure gant kalon, hep ehan, kalz a chane dalc'hmat hag e gouee, dre o leziregez, er plegou fall a gemer peurvuian an den didalve.

Erwan na oa ket deut kent pell eus kement a gare evit koll e amzer. Betek e skouarn doujus e teue, da bep mare, mouez karantezus e vamm da laret d'ezan goustadig : « Bevit bepret, ma mabig, en hevelep stumm ma vejet sant eun de. ».

Labourat, hon potrig her gre, a dra zur, kement ha m'her c'haller ober, ha c'honech' vla goudre ma oa en em gavet en Paris e teus da veza, d'e dro, mestr ha keleñner (2).

Kelenn skolaerien eus e oad, pebez lec'h d'en em uhelat evit eur potr yaouank oajet a ugent vla ! Gwelet hon deus bet hinien-nou evitan hag en em sonje neuze ken spredet ma na felle gante ken kredi nemet ar pez a intentant ha me lezent a geste, evel diotachou, gwirioneou zantel ar fe hag a dleomp koulksoude kredi, ha kredi start, hep o furchal zoken.

Mez Erwan, pa welas ar veulodi o tont, pa zantas an drouk spred o rodeal endro d'ezan evit klas'h daga, a droc'has krenn gant studiou ar bed evit pleustri hepken war skiantchou ar fe, war an « theoloji ». (3)

Eno en doe eur mestr eus an dibab, an doktor brudet Sant Bonaventur.

(1) Endro da 25.000 skolaer a oa en Paris, en XIII^e kantved, d'ar poent ma arruas Sant Erwan.

(2) An dekvet test, Herri Fichet, kenseurt ha mignon d'ar zant, a lar e kelenn Erwan azechou. An darnvuan eus ar re o deus komzet eus Sant Erwan a zo a du gantan; unan bennag koulksoude en deus laret n'halle ket kement-se beza gwir. Mez perag m'en dije ket d'e dro, pegwir an holl a lar en doa eur spred eus al lemman, keleñnet ar re-all goudre c'honech' via studi ? Daoust ha ne voe ket gwelet milieu eur a skolaerien o tont da setou Abelard pa ne oa c'hoaz heman nemet potrig yaouank ?....

(3) Pa arrujont e Paris Yann hag Erwan a lojas er ru ar « Fouarre » pe ar « Feurre » da laret eo en ru « ar plouz ». Er ru-ze eo e oa ar skoliou bras hag hec'h and a « Fouarre » a voe roet d'ez e vean ma vije azezet dalc'hmat ar skolaerien war eun tamm plouz pa selaouent o c'heleñnerien.

Pa grogjont gant studi skiantchou ar fe hon fotred yaouank a gemeras eul lojeiz neve tostoc'hig d'o skol, en ru « Sant Yann a Veattyais » e kichen an ti e oa ennan e chom menec'h urz « Sant Yann a Jeruzalem ».

Pearvar bla e tremenas er skol neve, blaveziou evurus pegwir e teske anaveout gwelloc'h an Hini a gare a greiz e galon ha pegwir studi an « theoloji » e rente muioc'h gouest da zifenn gwiriou ar relijion gwapeet alies dirakan gant glabouzerien divez.

**

Er bla 1277, dek vla goude ma oant en em gavet en Paris, Erwan ha Yann a Gergoz (1), barrek breman war ar skiantchou o doa pleustret warne, a fellas gante c'hoaz arrok distrei d'o bro, elec'h koulskonde edod ouz o gortoz, peurachui o deskadurez en eur studian breman skiant al lezennou (2).

Evit eur seurt studi skoliou Paris a oa pell warlerec'h skol Orleans. En skol-man e oa neuze, evel keleñnerien, mestrou ar brudetan (3). An daou vignon a guitaas eta Paris, elec'h o doa labouret ha pedet kement hag elec'h e oa dija Erwan brudet evit e zantelez (4).

En Orleans e stagjont raktal gant o labour neve. Erwan a zeblante labourat muioc'h c'hoaz evit en Paris.... Sonjal a re moarvard er vad divent a raje, eun de, en e vro en eur zifenn gwiriou zakr e beorien enep da fallagriez ar pinvidik a glaske o gwaska.

Daou vla (5) e chomjont en skol Orleans, daou vla re verr da veno Yvonig, ken stag breman ouz al labour ma na gemere ken amzer da gousket (6) ha ma n'halled ket, zoken e vignoned, e zistagan ouz an dol a laboure warni.

Divezatoc'h pa vezo gwelet o varn gant eur ouiziegez hag eur furnez dispar an holl a chomo souezet, pep hini ben meulo en eur laret dichek : Doue a zo gantan; mez-ped a sonjo pegement e poanias du-ze er skoliou meur, nag a novezioù a dreñemas, daoust m'edo skuiñ maro, hep serri e zaoulagad evit gallout ober vad d'nesa ha renta da Zoue eun tammig muioc'h a c'hoar ?...

Arabad sonjal e vez eun dra bennag hep poan.... hag al labouriou a spered a zo, anat eo, kalz gwasoc'h en pep stumm evit al labour gorf.

**

E Paris hag en Orleans Erwan a gavas potred yaouank vreizad, skolaerien eveltan (7). Dreize eo hon deus anavezet huc hon Sant

(1) Yann a Gergoz a deus d'ar mare-ze da ober eun dro de Vreiz ha da zigas da Gervarzin kelou eus e vignon.

(2) « Jurisprudence. »

(3) Per ar Chapel ha Guillaume a Vlaye. Tra souezus : eun nîz da bep hini eus ar re-man, Roger ar Chapel, eskop « Limoges » hag Aquilin a Vlaye eskob « Angouême » eo a voo karget, evel iskibien, da emklask diwar benn Zantelez Erwan Helouri.

(4) Paris a voeda gentan o sevel eun Iliz en enor da Sant Erwan adalek ma voo laket war roll ar zent.

(5) An Otre France a skriv eo bet eno pevar bla, daoust ma larne ieas nemet er bla 1277. Kement-se n'hall ket beza rak er bla 1280 e kavomp Erwan en Roazon.

(6) Testeni ar 14^e test.

(7) Ouspenn Yann a Gergoz Erwan, a oa gantan en Paris : Yvon Suet eus ar Roc'h, Herri Fichel eus Peurit, Raoul Potarn' eus Lanmeur. En Orleans : Yvon Treoezel eus Pleuvian ha Guillaume Pierre (Gwilherm pe Gwill ar Pierrez en brezoneg) eus Landreger. Heman a voo divezatoc'h kure en iliz veur Landreger.

epad e studi rak holl o doe, en e c'hozni, an eurvard da zisplega dirak barnerien Rom penos o doa gwelet Erwan Helouri o veva en o c'hichen.

Unan dioute, Gwilherm ar Pierrez e ano, a ro eun diverran sklear eus doare buhe skolaer Kervarzin : « Biskoaz, emezan, n'am eus gwelet Erwan o kemer peurz er c'hoariou trouzus a save alies, etreze, darn eus ar skolaerien; biskoaz n'am eus klevet war e vuzelloù nag eul le Doue nag eur gomz dizonest; biskoaz kennebeut n'am eus kavet eman an disteran si a-enep d'ar C'hlandet. »

Pa wele dirakan eur pennadig amzer, elec'h mont da ebatoù hag en dije moarvard bet enne plijadur mez elec'h en dije marteze kollet enor ha gened e yaouankiz, Erwan a re gant skolaerien e vro eun tammoù kozeadenn. Gante e komz eus Breiz, eus Landreger, eus e gerent doaniet, eus an distro.... hag evel just ar yez a gomzant etreze a vije dalc'hmat — pell eus ar ger e vez kavet dousoc'h c'hoaz ha kaeroc'h — ar yez desket gante ez vihaneg war barlemn o mamm : ar brezoneg (1).

Plijout a re d'ezan ive mont da bedi da ilizou Paris : da ilizveur a Itron-Varia, neve achi d'ar c'houll-ze, d'ar chapel savel gant Sant Loeiz evit digemar kurunen spenn Hon Zaiver, da chapel bugale Sant Fransez (2).

Ken alies ha m'her galle en dije an ofern; hemde e lenne « buez ar zent », al levr dispar ze bag a zo evit pep kristen eun tenzor ar brassan; hemde ive e re d'e gorf, evit e lakat da blegan d'e spered, gouzany bep seurt pinijennou.

Dija ec'h intente erfad eo red d'eour c'hristen dougen, d'e dro, e groaz ha gouzany eun dra bennag dre garante evit an Hini en deus gouzavet evit dasprenn ar bed ar poaniou ar muian euzus.

Morse ne gouske en e wele daoust m'en doa en e gambr unan eus ar c'houkan. Bep noz en em astenne gwiñket war eun dor-nadig plouz. Ar c'hiñ servijet er prejou e vire anezan evit e rei d'ar beur. Ne eve nemet dour.... ha bep gwener e iune en eur dremen a zevez, koulz laret, hep tammoù....

Skouer dispar en eur potrig yaouank pinvidik, eaz d'ezan, ma en dije bet c'hoant kemer e blijadur ! E holl vignoned a chome souezet ouz e welet ken rust evit e gorf. Buhan ar vrud eus e zantelez e ieas a-dreuz d'ar skoliou : ar skolaerien an doue ha meur a hini a lezas a goste o ditzurzioù inezus en eur welet pinijennou Erwan : « Elec'h e tremen ar zent, Doue a dremen gante »....

Ha hirie, en eur sonjal er milierou a skolaerien a ra o studi en milierou a skoliou, eur bedenn a say a neve war hon muzelloù : « O-Sant Erwan, skolaer meurbred skouerius, grit eur sell madelezus ouz ar skolaerien. En o zouez, siouaz ! mui c'hoaz evit gwechall, kalz a vev pell ouz an otro Doue. Zikourit eta, o sant benniget, dre o pedennou galloudus, bleuenn dener ar fe ha lilienn dinamm ar gwere'hitec da skedi a-neve e kalonou yaouankiz ar skoliou bras ! »

(1) Skolaerien pep bro — eus an holl vroioù e tirent da Paris en em vode alies assamblez. Eno, muioc'h evit en nep lec'h all e welet pegen kreny ez eo evit en em garout, liamm ar ouenn.

(2) Bugale Sant Fransez a oa neve arru en Paris. En o zouez eo e tibabas, Erwan, a lar an O. France, a govesour ha rener e ine, J.C.

Ar 16 a viz Meurs

An den evurus Per a Sienn
MICHEROUR
eus an Drivet-Urz (+ 1289)

Dougomp hon sonj trezek kerig Nazareth elec'h ma teuas da chom ar Familh Santel, ar Mabig Jezus gant e Vamm ar Werc'hez Vari ha Sant Joseph e Dad-mager, goude bean bevet en harlu eur pennadig amzer en Egypt evit tec'hel dirak kleze ha kounar ar Roue Herodes. Setu int o zri adare en o bro, ebarz eun tammiq ti dister : pebez enor ha gloar a deu d'an ti bihan-ze evit rei lojeiz d'an Eil Ferson eus an Drindet Santel 'n em c'hret den, ha d'e Vamm, kaeran krouadurez a zo bet hag a vo ! Gwelomp dre hon spered an Ele o tarnijal a-us d'an ti binniget-ze hag o kanan laouen ha doujus meulodi da Jezus o Mestr. "N em unanomp ganté da adori Mab Doue, ar Micherour divin, hag an neus teurveet disk i vicher a galvez gant an 0. Sant Joseph ha goniid e vara dre e labour. Kaeran hui a zo bet renet eno epad tregont va e-kreiz ar sioulder, ar peuc'h, al levenez hag ar sentidigez !

Adoromp eta Jezus en e vue guzet a Nazareth, ha trugarekaomp anean da vean roet d'imp skouer an holl vertuuiu a zo ezomm e-touez an dud a renk izel, e-touez an dud a die senti. Pedomp ive evit micherourien an amzer a ren, evit ma welfont e theont kemер skouer warnan da wellat o stad hag er bed-man hag er bed-all. Ha ma kavont eman re bell diouté pe re uhel evit skouerion Hon Salver, nesoc'h d'è e kavont an den evurus Per a Sienn, hag a zo bet skouer : 1^e) ar vicherourien kristen; 2^e) an dud o deus c'hoant d'ober o dever e-kenver o Bro.

Gwelomp penôz.

I

An den evurus Per a Sienn a zo bet skouer ar micherour kristen.

Arôk ar relijon gristen, e oa daou rumm tud war an douar, ha n'en em veskent kammed : *ar pennou-bras*, mestr d'an holl vadou ha bêli d'è war an holl, pinvik ive hag alies kri ha kollet gant ar vue fall, ha dindané, *an dud viham, sklavouriën*, ha na oant ken nemet hanter-tud, dre forz plegan war o labour dindan an tōliou evel loened. Met Hon Salver a zo deut war an douar hag an neus laret d'ar pennou-bras : « N'ankouet ket ho peus en neuy eur Mestr hag a geniero ganech hoc'h unan ar skourje ho po kemerez da bilât ar skavour », ha d'ar skavour : « Sav breman da daoulagad war gât ar groaz : eno e tiski penôz e ve gouzavet poan », ha d'an holl : « Gouveet hoc'h eus en neuy ar memes Tad : Breudeur o'ch eta, krouet gant ar memes Doue, ha prenet gant ar memes gwad, an hini am eus skuilhet war ar menez Kalvar ».

Diwar ar gelennadurez-se e zo savet eur bed neve : al lezen goz a zo bet toget gant al lezen neve, ha frankis ar micherour kristen an neus lac'h et stad reuzeudik ar sklavouriën. Rag labou-

rât breman a zo enorus aboe ma neus teurveet eun Doué 'n em c'hret den, disk i ha kemér eur vicher.

Per a envoras alies ar skouer roet d'eant gant e Zoue, hag evelse e teus d'eant nerz-kalon da labourât heb ehan, koulz laret, d'ober kribou. Biskoaz na werzas marc'hadourez fall, ha pa nije e varc'hadourez eur si benag, e lare d'ar brenerien gant aon d'ober gaou outé. Tremen a re kalz a dud dre e di, ha den ebet na chi-kane war ar priz.

E labour poanias a zifenne ontan iun; koulzkoude en dije bet c'hoant da iun bemde. Da vihanan, evit ober pimijen bepret, e tigemere gant levenez ha dre garante evit Doue, an holl boaniou a c'hoarvee gantan. Kement-se, martze, a gavfet nebeud a dra, met sonjet, me ho ped, pegement a zousider hag a basianted eo ret kaou evit ober ze bemde hag pad ar vue eus eil penn an de d'egile. Pebez merzerenti ! met ive pebez merit, ha pebez kurunen war Baradoz !

Evit mirout birvidik tenzor karante Doue a oa kuzet en e galon, na lare gir ebet heb ezomm, rag, emean, eun devez a digoeo evit peb hini anomp hag e vefomp barnet war gement gir a vo koneet diwar hon muzellou. Evel ma lavar Sant Jakes, an hini nan ouve ket ober eur skouln en e deod, pa ve ret, an neus brunzinet nerz e relijon. Per a lakeas pevarzek via da gemer e bleg mad, met ive goude bean brezeliet epad keit-se eneb ar c'hoant direiz da gomz, e oa deut da c'houzout tevel : na gomze nemet dre ret; pa vije o werzan e varc'hadourez, e lare ar priz, ha netra ken. Dirag ar veleienn hag an dud oajet, na grede ket digori e o'heno, nemet pedet e vije ganté d'hem ober.

Bende e komunie, goude bean kovesaet. Pelec'h e kavfer micherourien evel Pér en de hirie ? Ha koulzkonde ma sonjent pion int ! Pebez enor, am eus laret uheloc'h, evit an ti, e Nazareth, elec'h eo bet 'n em c'hret den Jezus, ar Verb divin, Mab an Tad eternel, hag elec'h en neus tremenet al loden vrasan eus e vue war an douar. Ya ! Pebez enor ! Met sonj ive, kristen, e tiskenn ennout Jezus e-uman, ar memes hini, a veve e Nazareth, pa dos-taes ouz Sakramant an Oter. Na teus anvi ebet ken eta da gaout ouz an ti binniget-ze, peogwir e c'halles bende digemer en da di da man, ti da gorf, da Salver madelezus. Hag evel nan neus ket goullet Doue lezel da gousean pe da vean diskaret an ti elec'h en noa bevet e Vab war an douar, met an neus gret dougen anean-gant e Ele betag Loretta, evelise ive ar c'horf an nevo resevet gant devosion Jezus er Goumunion, a save deus ar be eus a varo da veo, hag a vo douget war eur goumoulen a c'hoar beleg ar Baradoz da venli Doue da viken e-kreiz eun evurusted dispar.

II

An den evurus Pér a Sienn a zo bet skouer an dud a gar o Bro hag o deus c'hoant d'ober o dever en he c'henver.

Peb hini a die sikour, herve e danve, ar gouarnamanchou : en amzer a beuc'h, e tie sikour dere'hel war droad eun arme; ma zo c'hoant dia gerzetz war henchou bras ha brao, e tiec sikour ober henchou neve pe dresan ar re goz. Eno eman ar justis : eun dever

eo, e gwirione, paean an taillhou, beteg na lakaor ket ar gouarnamant an arc'hant dastumet d'ober brezel d'an Iliz.

Ar Pennou-bras a rene war Gear Sienn o devoa diskarget hon micherour santeil diouz kalz a daillou, ha goullet digantan kepken skoazel e bedennou. Met Pér a felle d'eau kaout e lod er fréjou hag en dispignou gret gant Kear, ken koulz hag an dud all, hag e kase d'ar Gouarnier arc'hant evit e lod eus an taillhou.

Pa varvas, Kear Sienn a-bez a deuas da interamant ar paour kez micherour : e genvois a savas d'eau eur be eus ar c'haerañ gant marbr gwenn. Burzoudou eleiz a c'hoarveas war ar be-ze, hag ar vrud eus santelez Pér 'n em ledas abred war ar vro. Ar Pab e-uman Pi II a reas eur sarmon en Iliz-Veur Sienn da embann ha meuli et vertuou.


E-touez ar vertuiou-man, an hini a skedas ar muian en e vue a oe an izelder a galon. Ha evit diskoe pegen gwir eo gir an Aviel, Doue an nevoa uhelael hag enoret an hini a oa 'n em izelaet epad e vue.

Diwallomp ni, ma Breudeur eus an Drivet-Urz, da gredi biken e c'halfemp tostāt d'ar santelez nemet dre hent an izelder a galon hag ar binjen. An den a deu war an douar gant ar pec'hed orijinel hag an tri dech fall a lez en o ine war e lerc'h, da laret eo, ar luksur, an ourgouilh hag anavaristed. Hini pe hini eus an tri dech-se a gemer an trech h war an daou all, bep ma kresk ar bugel : ac'hanta, ar santelez evit pep kristen eo dont a-benn eus an tech fall-ze, 'n eur hadan en e blas ar vertu a zo eneb d'eau. Bezomp sur, pan hon devo kabestret an tech-se, mannum ar re all, hon devo kabestret hon zechou holl, ha ma lakaomp da greski en hon ine ar vertu a zo eneb d'eau hag a vo boeden hon santelez, an holl vertuou, war an dro, ac'h ei war greski enomp. Na gollomp ket eta hon nerz o klask ober brezel d'hon holl dechou fall asambles, nag o klask gonid an holl vertuiou asambles, met krogomp gant unan hepken.

Istor. — Eur manac'h eus kentan urz Sant Fransez a c'houllas digant Pér pesort pinijennou a dilee dibab da rei evit ar pec'hed bras a vije diskériet d'eau er gador-govez : Ma Zad, eme an den evurus, Hon Salver a zo bet madeleuzus e-kenver ar bec'herien ; bezel eta sonj ec'h oc'h karget da rei, er gador-govez, e vadou hen ha nann ho madou c'houi ; roet anet eta, evel e re Hon Salver e unan, gant largente ».

Peden. — « Teurveet, o ma Doue, rei d'hon fedennou, an izelder a galon, c'houi hag hoc'h eus, evit diskoe e plije d'ec'h e humilité, freálezet ine an den evurus Pér 'n eur dispelegan diraki meur a wej eur c'horrig eus an nervou. »

Boked. — (Komiz an den evurus pa vije meulet e zevosion). — « Ho meulodi a laka ar boultron ac'h on me da vean skubet gant avel an ourgouilh. An den a zo nebeud a dra, hag ezen fall ar vanite, pa c'houez war an ine, a laka anei da bleagan ken ézet evel eur bar avel eur gorzenn elez ». —



Bleuniou Sant Fransez

Eil Pennad (Kendalch)

Gant komzou Sant Fransez, Bernez a asantas
Ha warlec'h e vignon, d'an eskopti 'yeas,
Ar beleg evite, 'savas ouz an Aoter,
Hag int da bedi start war eun dro Hon Salver.
Achu d'o fedennou, 'vit senti ouz ar sant,
Ar beleg war al leor enlivet en arc'hant,
En ano an Aotrou, a reas sin ar Groaz
Ha war vetek taer gwech 'tigoras al Leor Bras.
« Ma breudeur, emezan, setu d'imp, taol ha taol,
« Kenteliou kaer dispar d'hon c'harz da vont da goll.
« Hon Salver a lavar, el leor an Aviel,
« D'an den yaouank, o klask ren eur vuhe santez :
« Mar fell d'ec'h, beza sant, gwerzit ho paeadra,
« Hen roit d'ar beorien, ha, d'am heul, hep jala, »
« Hag arék ma kasas en hent e ebrestel,
« Evit deski d'an dud Lézenn an Aviel :
« Pa z' efet, emezan da redrek ar benchou,
« Na baz, na yalc'h ganec'h, nag arc'hant, na botou. »
« Eur gentel evite da lakat o fizianz
« En o Doue hepken, ha da vont gant doujanz,
« Warlere'h an ineou, kuit da glask netra ken,
« D'o c'hounit da Jezus, ha d'al Lézenn gristen. » —
Evid an daervet gwech, al leor p'hen digoras,
War ar c'homzou kaer-man e zellou a gouezas :

« Kerzout war ma roudou, an neb a fell d'ezan,
 « Eun dra en deus d'ober, 'n em drec'h da gentan;
 « Saimman a galon vat, e groaz war e ziouskao,
 « Dont neuze war ma lerc'h, dinoc'h, na petra 'ta ! » —
 « Bernez ma mignon ker, setu an ali kaer
 « A ro, eme Fransez, d'imp Jezus Hon Salver.
 « It, breman, dale'hit mat d'ar pez hoc'h eus klevet,
 « Ha ra vezo meulet e ano benniget,
 « Pegwir 'teurve gantan, diskoue d'imp frêz an hent,
 « A c'haller kaout warnan an tu da veza zent. » —
 Bernez 'oa pinvik bras, met daoust d'e holl vadou,
 E lakas en e benn, war lavar an Aotrou,
 Lakât e dreou e gwerz, ar priman ma c'halje
 D'ober en-dro d'ezan muioc'h a vad gante.
 Fransez a roas dorn evid hen lodenni
 Hervez al lealded hag ezomm Pep hini :
 Gwrage intavezet, an holl emzivaded,
 Menec'h, leanezed, tud klany, pec'hirined,
 D'an holl dud ezommek, rojont aluzennou
 D'è da gaout diwarne, mel e lein an Nenvou.

Eun den anvet Jelvestr, o welout Sant Fransez
 O rei an aluzenn kement, ken alies,
 Entanet e galon, e galon a zestenn,
 Gant an dastum arc'hant, ha dreist holl, aour melen,
 A deus, eun devez, d'e gaout beteg e di,
 Reut, c'houezet d'ezan, dioustu, hep bestodi :
 « Glevit ket, emezan, n'hoc'h eus ket peurbaeet
 Ar vein prenet ganec'h, c'houi 'oar, 'vid adfichan
 Mogeriou ha tenn Iliz Sant Damian !
 Aotrou ! hirie 'fell d'in, e paeec'h ho skôdenn,
 P'hoc'h eus kement a aour da rei en aluzenn ! » —
 Dirag eun den ken tost, Fransez 'chomas manet :
 Met chipotal gantan, ar zant na c'houllas ket.
 Evid heulian war ze Lezenn an Aviel,
 Yalc'h Bernez a zigor, hag an aour en avel !
 « Dalit, eme Fransez, gant eun dornad arc'hant,
 Ha ma n'e ket awalc'h, me 'roio d'ec'h c'hoaz kant. »
 Jelvestr, eur stad ennan, gant ken bras madelez,
 A laras : « Kenavo ! » Hag arôk, hag ermaez !...
 Astennet gant an noz he mantell war ar bed,
 Ha Jelvestr 'n e wele, ne oa ket 'vit kousket.
 E benn gant e yale'had ha gant an daou vignon
 E teuas prenv ar e'heuz da grignat e galon.
 Betek taer noz dioustu, e seblantas gwelet
 E genou Sant Fransez, eur groaz kaer, alaouret,
 War dreuziou, an Nenvou, harpet gant he fenn,
 Eus Sav-heol da guz-heol he diouvrec'h war astenn.
 Strafilhet holl gant se, Jelvestr a welas sklêr,
 Penôs 'roe Doue d'ezan eur gentell gaer.
 E vadou a roas, raktal en aluzenn,
 'vit plijout da Zoue, 'vit sikour ar beorien.

Evel an daou genseurd da vanac'h a yeas;
 Hag hen deut da veza prestik eur zant ken bras,
 Ma tiskenn Doue, diouz lein ar Baradoz,
 D'ober gant e vignon, alies meur a gaoz.
 Sant Fransez e unan, 'vel ma welfomp war ze,
 'N deus laret, adlaret sklêr mat ar wirione.
 An dijentil Bernez na chomas ket live,
 Hep kaout grasou dispar, a-vern, digant Doue.
 Na ped kwech d'aoulinet, stag war e bedennou
 Ne seblante beza e spered e Nenvou,
 Evel eun ael Doue, distag diouz an douar
 O kaman, d'an Drindd, ha meuleudi, ha gloar.

Hon Urz 'zo bet savet, piou da drugarekât,
 « Larit d'in, 'me Fransez, ma n'e Bernez hon zad ?
 « Piou en deus, da gentan, trêbet e gein d'ar bed,
 « Hag e-tre ar beorien e vadou lodennet ?
 « Bernez, dreist ar re all. Eveltan piou biskoaz
 « Vefe bet kement-se 'n em lakêt war an noaz,
 « Vit mont da glask repu War galon Hon Salver ?
 « Ra vezo e ano meulet e peb amzer !
 « Laromp d'ezan eta, laromp eil trugare,
 « Ha da guezan warnan bennoz, grasou Doue.

POTR JULUEN.



LOURD, katekiz beo

EIL DEVEZ

Lourd ha kenta guirionez ar c'hatékiz:
 « Bez 'ez eus eun Doue ». (Kendalc'h)

Spered an den gant e sklerijen e unan a c'hell gouzout ez eus
 eun Doue hag en deus krouet pep tra : ar bed en diamveas, ar
 goustianz en diabars a embann ar virionez-se hag an oll boblon a
 bieg d'ezi.

Doue goulskoude en deus kavet eünoc'h hent da roi da c'houzout
 ez eus gutan. Petra 'ra eur vamm evit he bugel. Ne c'hortoz ket
 an devez ma kompreno gant e spered e-unan 'ez eus eun Doue :
 nann, diskonez a ra Doue d'ezan evel ma c'hell hen ober; komz
 a ra d'ezan eus an Doue mat en deus krouet anezan hag eus ar

Mabig Jezuz en deus saveeteet anezan.

Deustu d'ar penn-kenta eus ar bed, Doue en deus great ar

memes tra : en em ziskouezet ez eo da Adam ha da Eva ; ha mar o deus ar re-man kredet e Doue n'eo ket da genta abalamour m'o doa e gavet gant o spered mes abalamour m'o doa e velet skier en e oberou.

P'en em ziskouez Doue e-unan, her c'homprent a rit, n'eus ket da glask pelloch'ez eus outan.

Mat, e Lourd, Doue a deu adarre, evel pa lavarfen, d'en em ziskouez.

Tud hanter-zesket o doa eur vech muioc'h nac'het Doue : « Kre-di et Doue, emezo, an dra-ze a oa mat guechall goz evit dalc'hen an dud var an hent mat ; mes en devez herio, pa z eo lemmoc'h spered an den, n'eus netra d'ober gant eun hevelep kreden. » En em zizober a reent diouz Doue evel ma teuer d'en em zizober diouz eur micherour hag en deus peurc'hreat e labour.

Petra 'reas Doue ? En em ziskouez a reas adarre. A dra sur n'en em ziskouezas ket E-unan, mes en em ziskouez a reas en e oberou. D'an dud ne velont mui anezan e traou krouet ar bed, Doue a roas miraklou evit ma ne c'helljent mui nac'h anezan.

Diskouez Doue, setu labour an oll viraklou, labour miraklou Lourd evel hini ar re all.

Kalz a dud ne velont er miraklou nemet madoberou hag e guironez miraklou Lourd a zo peurvia madoberou peguir e roont ar pare eus a glenvejou poanius ; e Lourd evel er Jude hag er Galile, Jezuz a dremen en eur ober vad e kompagnenez e vamm zantel.

Mes labour kenta ar mirakl a zo diskouez ez eus eun Doue hag eur Brovidanz. A dra zur, al labour-ze a c'hell beza great dre bareanz eun den dall : mes an dallentez en devezo bet Doue c'hoant da barea eo dallentez an dud o deus daoulagad evit chom hep guelet sklerien ar feiz.

E Lourd herio, evel guechall en Douar Zantel, Doue ne glask ket ar bareanz evit ar bareanz, — pane-ze e vefe kalz muioc'h a viraklou ! — Mes ar bareanz evit ar feiz, hag evit an dra-man eur mirakl a zo awalc'h. En Douar Zantel, Jezuz e lavare e oa Doue hag a ree miraklou evit hen diskouez : « Ma ne fell ket d'eo'h kredi va c'homzou, emezan, kredit da vihana va oberou. » « An oberou-ze, emezan c'hoaz, a ziskouez d'an dud ez oun bet digaset gant va Zad. » Ha pa z'ea da resusita Lazar : « Laouen oun », emezan d'e ebrestel. Perak ez eo laouen ? A dra zur, dre ma sonj e tigaso buer en eur mignon karet hag e lakaio levenez e kalon an diou c'hoar Mart ha Mari-Madalen. Jezuz a zo ken madelezus ha ken truezus ma trid e galon pa gav an tu d'ober plijadur d'ar re all !.... Mes e druez a diz da genta an eneou : C'hoant en deus di ziskouez d'an eneou-ze ez eo Hen an Hini a zo digaset evit o zavetei : « Laouen oun, emezan en eur gomz euz ar mirakl ema o vont d'ober, laouen oun evit ma kredfot. »

A dra-zur, bez 'ez eus e Lourd kant ha kant klanvour hag a c'houlen paredigez o c'horf ha Jezuz a zell outo gant truez. Mes bez 'ez eus e pep leac'h, milherou ha milherou a eneou hag a zo klanv hag a zo maro ha ne c'houlenont ket zoken na parea na distro d'ar stad a c'bras : setu aze ar c'hlenved bras a vel Jezuz

dreist-oll ha pa bare eur c'horf e fell d'Ezan e ve pareet milherou a eneou.

Penaos an dra-ze ?

Oh ! netra nemet dre ma z eus awalc'h eus eur mirakl evit freuza eur steuen kredennou faos gwiet gant kement a boan gant pabored difeiz evel ma z eus awalc'h eus eun taol biz evit teuler d'an traon eur bern kartou savet gant eur bugel.

Setu aman, mar kirit, eun den bag a zo bet fastret gant an « train ». En eun taol, an den-ze a zo pare mat, pa dremen ebiou d'ezan ar Zakramant meulet ra vezoz eus an Aoter. Ober'reer enklask var enklask : guir eo ez eo bet fastret; guir eo ez eo pare; guir eo ez eo bet pareet en eun taol; guir eo e chom pare ! — N'eus ket da glask pemp troad d'ar maout, setu aze eur mirakl.

Hag eur mirakl a ziskouez Doue : Done a zo 'drevn ar mirakl ken zur hag ar gurun 'drevn al luc'heden.

Varlerc'h eur mirakl n'eus ket da nac'h Doue.

Bez' ez eus miraklou, bez' ez eus eta eun Doue.

Bez' ez eus miraklou, eur mister ne c'hell ket eta beza nac'het var zigarez ma z eo eur mister.

Bez' ez eus miraklou, Doue eta en em emell ouzomp.

Bez' ez eus miraklou er relijion gatolik hag er relijion gatolik hepken : ar relijion-ze a zo eta guirion.

Ar virionez a zo gant ar relijion gatolik : red eo eta kredi he c'heleñadurez, c'heulha he goure'hennou hag en em brepari evit ar bed all.

Setu aze ar pez eo red embann varlerc'h eur mirakl.

SKOUER

Paredigez Gabriel Gargam

E fin ar blaovez 1901, kazetennou an oll broiou o deus komzet eus paredigez Gabriel Gargam. An oll levriou a zo bet skrivel abaoe divar benn Lourd a gont histor an den-ze eus servich ar post oajet a dregont vloaz hag a oue bet, d'ar 17 a viz Kerzu 1899, stlapet pell er meaz eus e « vagon » brevet gant eur stokaden c'hoarvezet var linen Pariz-Burdel. Antronoz vintin, pa oue tennet a zindan eur vantel erc'h kouezet varnan epad an noz, e oue guelet e os seizet azalek e gazeliou betek e dreid dre ma oa gwasket boueden e liven gein ha pladet e beultrin hag e stomog. Ar paourkeas ne c'helle ket sevel e benn ha pa finve an distera e taole gwad dre e c'hinou. E spered a oan chomet lemm.

A benn eur pennad amzer e c'hornailhien hag e stomag re stri-seat, n'ant mui evit digemeret boued hag, epad pemzek miz, e oue red maga anezan gant dourennou yen diskennet ennan dre eur gorzen. En doare-ze, Gargam a yee beandez var dreuta ha var falla hag hep dale e teus gouliou en e dreid : bizied e dreid krignet gant ar vreinadurez a oa du ha maro. En eur ger, evel ma lavare unan eus brudeta medisined hospitaliou Pariz, Gargam a oue klanv penn-kil ha troad hag heb esperanz ebet da barea. E stad reuzeudik a oue guelet hag embannet gant ouspen dek medisin pa oue red d'ezan prosezi ouz kompagninez an hent-houarn evit kaout diganti tri ugant mil lur gwir ha c'houec'h mil lur leve ar

bloaz, hed e vuez. Araok dougen ar zetanz ar vatnerien a lavaras e vije red d'ezan kaout hiviziken daou zen en e gichen, da roi d'ezan, hag en noz hag en deiz, ar pez en doa ezom da gaouk.

Gargam n'oa ket eun den a feiz. Dilezet en doa pell a os an oferen hag ar zakramanchou. Ma asantas erfin beza kaset da Lourd n'oa nemet evit selaou peden e vamm deuet var an oad. D'an 20 a viz guengolo 1904, Gargam astennet var eur planken, a zo diskennet e ker ar miraklou da zeiz eur diouz ar mintin. Douget eo deustu d'ar Grott ha komuniet ez eo dindan spesou eur binsaden-nik vara. Santout a ra neuze evel debron en e zivisker sezet-mes e stad na janch ket. Eo, eun dra a janch emnan : Gargam dizeblant betek neuze ouz ar pedennou kinniget evitan da Zoue ha d'ar Ver'c'hez, Gargam a zo tenereet e galon. Ne c'hell ket pedi, mes c'hoant en deus da bedi; e zaclou a red; kavet en deus boez ar c'has hag yec'hed e ene.

Ar memes devez, d'an abardaez, Gargam a gemer plas, var blasen ar Rosera, etouez ar glanyourien renket evit ar prosesion. Mes skuisder ar veach en deus ken dinerzet anezan ma koll e anaoudegez ha m'en em led liou ar maro var e zremm. Emer o vont d'e zougen en dro d'an hospital pa c'houlen unan eus e gerent evitan : « En han Doue, lezit anezan c'hoaz eur pennad aman; tenna ra c'hoaz e alan, ma vary me a daol a va mouchouar var e benn ha den ne ouezo netra ».

Tostat a ra goulskoude an Hosti divin. Hep gouzout mat petra 'ra, Gargam a zigor e zaoulagad hag a dro e zell eirezek emni. Ha neuze; en eun taol, evel dibradet, ar c'hlavour a zay, en e roched, henvel ouz eur c'horf maro o tont ens ar bez ! Mont a ra da heul ar zakramant ken a dener da asten anezan en dro var e gravaz. Pare eo !

E brou ar vedisined triugent medisin a zo red d'ezo anzav e c'hell an den a oa seitez finval e oll izili. Gargam n'eo mui an den hanter-varo a oa araok. Evel savet eo eus a varo da veo ! Gouliou e dreid a veler ar c'hoec'h en em asten varno. Bale 'ra gant e zivisker kurzet. Debri 'ra evel peb unan. Kozeal a ra gant eur vouez skler. Treut ez eo c'hoaz evel an ankou mes abenn eun neubent deveziou en devezo gounvez ouspenn ugent lur.

Gant ar Feiz Gargam en deus adkavet ar yec'hed. E neubeutoc'h a amzer eget ne z a d'hel lavaret, an den-ze en e angoni a zo deuet eus dor ar maro d'ar vuez.

Gabriel Gargam a zo herio yac'h pesk. Bez' ez eo, pemp bloaz var 'n ugent 'zo, eun testeni beo eus eur miraki skedus, rak pareet eo bet gant Doue.

F.G.



PEDENNNOU GOULENNET

Lemmerien kristen, petit evit :

Hon Tad Santel ar Pez, an Otronez Eskibien, ar veleien, Urz Sant Fransez, ar visionerien, breuriezou Breiz.

Hor skoliou kristen, o mistri ha mestrezet. — Freret an « Deskadurez Kristen » Ploermel. — Leanezet ar Spered-Santel, Sant Briek. — Leanezet Jesus, Kermaria. — Leanezet ar Furnez (Sagesse).

Meur a relijiuz klavy, — eur relijiuz yaouank.

Distro meur a bec'her ouz Doue, — meur a glanyour, — meur a famili ankeniel. — Meur a zen yaouank hag a blac'h yaouank. — Eur guden dies da zibuna.

— 0 —

MISIONOU. — Petit kalonek evit ar misionou roet gant hon Tadou, ma tougnt frouez puilh evit gloar Doue ha silvidigez an eneo :

E Kamlez, (eskopti Sant-Briek), eus an 3 d'an 20 a viz Meurz, gant an Tadou Tugdual hag Yvon.

— 0 —

Kristenen eus an Trede-Urz, evit kement-se holl, lavarit, mar plij, 3 Ave Maria hag ar bedennig : « Hon Tad Sant Fransez, petit evito. »

BENNOZ DA ZOUE

Evit eur c'has bet, dre skoazel Sant Fransez.

Profo

Evit bara Sant Anton	16 real
Evit « Kentellou Sant Fransez » :	10 lur
Unan hag a guz e hano.	20 real
Unan all	

Evit misionou pell an Tadou Kapusinet :

D^{sc} R. J. : 50 lur.
X. : 100 lur.

BENNOZ DOUE !

— 0 —

Collection CARITAS

BIBLIOTHÈQUE FRANCISCAINE DE VIE SPIRITUELLE

Librairie Bloud et Gay, 3, rue Garancière, Paris-6^e

On se prend à regretter d'avoir passé tant de temps à chercher ailleurs des leçons de spiritualité, alors qu'il serait si simple de se mettre à l'école de Saint François dans la contemplation de Jésus crucifié. (Cardinal MERCIER).

VIENNENT DE PARAITRE :

1.— Boniface Maes. — Théologie Mystique (1669). Traduit du latin par le P. Martial Lekeux, O.F.M. — 184 pages.

2. — Anonyme (XV^e siècle). — Indica mihi... (Très pleuses méditations sur la Vie et la Passion du Christ). Traduit du vieux flamand par Marie-Magdeleine Saeyens. Préface de S.G. Mgr G. Waffelaert, Evêque de Bruges. — 212 pages.

5.— I Fioretti (Les petites fleurs de la vie de Saint François). — Trad. d'Arnold Goffin, nouvelle édition — 234 pages.

Les ouvrages de la collection Caritas sont publiés dans le format in-16; leur nombre de pages varie de 160 à 350 pages environ et leur prix de 8 à 12 fr. + 40 %.

Il paraîtra environ 6 volumes par an.

Une réduction de 10 % sera accordée pour une souscription fermée à 10 volumes.

VIENNENT DE PARAITRE :

à la LIBRAIRIE SAINT-FRANÇOIS, 4, rue Cassette. Paris-6^e
Chèques Postaux 575-77

LES MARTYRS FRANCISCAINS DES CARMES:

Le Bienheureux Appolinaire de Fribourg, capucin.

Le Bienheureux Jean-François Burté, cordelier.

Le Bienheureux Séverin Girault, Tertiaire Régulier.

1 volume 120 pages, 4 francs.

P. Auguste, O.M.C. — Saint François, Réalisateur de l'Évangile. — 1 franc.

Lettre Encyclique de S.S. le Pape Pie XI à l'occasion du VII^e Centenaire de la Mort de Saint François d'Assise, 0 fr. 60.

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Mouillerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta

Miz Ebrel 1917

Niverenn 4



Ra vezoz meudet Jezuz Krist !

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Gouelion ar miz.....	61
Mall Jezuz du chouzav e Basion.....	62
Ar speret a binjenn.....	62
Buhez Maze Talbot.....	64
Buhez Sant Fransez a Assis.....	67
Bleimou Sant Fransez.....	70
Ar plac'h evurus Janed a Vaille.....	73
Sonjih erva.....	77
Lourd, katekiz bee.....	78
Pedemp evif lion Amaon.....	80


* Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c. : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz.

MIZ EBREL

- 1 Gwener .. Ofiz an de.
 2 Sadorn ... DEN EURUS LEOPOLD, kovez, euz a Chenta Urz.
-
- 3 Sul Sul ar Basion. — TUD EURUS GANDULF HA YAN A BINNA, kovez, euz ar Chenta Urz.
- 4 Lun S. BENEAD A FILABELFI, kovez, euz ar Chenta Urz.
 DEN EURUS GUILHERM, euz an Trede-Urz.
- 5 Meurz S. Visant Ferrier, kovez.
 PLAC'H EURUS MARI-CRESCENTIA, Gwer'hez euz an Trede-Urz.
- 6 Merc'her . Ofiz an de:
 7 Yaou ... Ofis an de.
- 8 Gwener .. Seiz Giachar ar Wer'hez Glorius Vari.
 DEN EURUS JULIAN, kovez, euz ar Chenta Urz.
- 9 Sadorn ... DEN EURUS THOMAS A TOLENTINO, merzer euz ar Chenta Urz.
-
- 10 Sul Sul Bleuniou. — A.J.
 11 Lun Lun santel. — A.J.
 12 Meurz Meurz santel. — A.J.
 13 Merc'her . Merc'her santel. — A.J.
 14 Yaou Yaou Gambild. — A.J. — I.P.
 15 Gwener .. Gwener ar Groaz. — A.J. — I.P.
 16 Sadorn .. Sadorn Santel. — A.J. — (I.P. o renevezi ar Brofesion : d'an de-ma en doa hon Tad S. Fransez grët profesion er Chenta Urz,
-
- 17 Sul SUL FASK. — A.J. — I.P.
 18 Lun Lun Fask. — DEN EURUS ANDRE, kovez, euz ar Chenta Urz.
 19 Meurz Meurz Fask. — DEN EURUS KONRAD, kovez, euz ar Chenta Urz.
 20 Merc'her . Ofiz an eizvet.
 21 Yaou Ofiz an eizvet.
 22 Gwener .. DEN EURUS FRANZEZ A FABRIANO, kovez, euz ar Chenta Urz.
 23 Sadorn .. DEN EURUS EJIDIO A ASIZ, kovez, euz ar Chenta Urz.
-
- 24 Sul Sul ar Chasimodo. — I.P. (S. Fidel).
 25 Lun S. Mark, avieler.
 26 Meurz S. FIDEL A SIGMARINEN, merzer, kabusin.
 27 Merc'her . DEN EURUS JAKEZ, kovez, euz ar Chenta Urz.
 28 Yaou DEN EURUS LUCHEZUS, kovez, kenta den a yeas en Trede-Urz.
 — I.P.
 S. Pol a Groaz, kovez. — I.P.
- 29 Gwener .. S. Per, merzer e Urz S. Dominik.
 30 Sadorn .. Gouel ar Wer'hez Vari, Mamm ar Pastor mad.
 DEN EURUS BENEAT A URBINO, kabusin.
 DEN EURUS BENEAD-JOSEF COTTOLENGO, kovez, euz an Trede-Urz.
-
- GOUELIOU ALL**
- 10 Ebral DEN EURUS MARK A VOLORN, kovez, euz ar Chenta Urz.
 11 Ebral DEN EURUS EL A GLAVESIO, kovez, euz ar Chenta Urz.
 12 Ebral S. BENEAD-JOSEF LABRE, kovez, dioc'h Breuriez korden S. Fransez. — PLAC'H EURUS BERNADETT SOUBIROUS, gwer'hez euz an Trede-Urz.



Mall Jezus da c'houzany e Basion

Baptismum habeo baptizari...

« Devi ra va c'halon, gant tan ar garante,
 Gant ar vall da velet o c'houlaoui an de,
 An de ma vin beuzet, em goad evit an dud,
 Ha ma c'hellin gouzany evito poaniou yud....
 Deuit eta bourrevien, diwiskit ar c'horf man
 Hag e noaz ouz eur peul stagit start anezan,
 Ha neuze, didruez, gant skourjezou kalet.
 Lopit, lopit varnan, ken a vo dispennet;
 Lopit, ken na vo mui, var va oll izili,
 Zalek ar penn d'an treid, nemet eur pez gouli.
 Goudeze, gant spern kris, gwéit eur gurunen
 Hag hep damant ebet e zankit var va fenn;
 Gwaskit, gwaskit varni; mac'hit ha mac'hit c'hoaz,
 Ma zantin, hep dale, dindan an toliou baz,
 O vont douz 'bars vi zai hag em fenn, tro var dro,
 Broudou hir ha flemmus ar gurunen garo....
 Ar groaz ! setu ar groaz, eur groaz huel pouner;
 Astenn 'ran va diwrec'h, evit he digemer;
 Pokat a ran d'ezi, gant eur gwir garantez.
 O devez evurus ! devez a levenez !
 Buan ! buan en hent ! didrouz ha dilavar,
 M'en em gavin kentoc'h, var lein menez Kalvar.
 Oh ! breman, bourrevien, setu deut ar mare :
 Diframmit divarnon va dilhad adarre;
 Roït din da vlaza gwin trenk ha westi c'hwero.
 Gant ar c'hoant da c'houzany va c'halon zo here.
 Met, o kroaz benniget, na mall eo ganin-me
 Mont da c'hourvez varnoc'h, 'vit kloza va bue !....
 Ah ! setu me varni ! O bourrevien, hastit;
 Ne zaleit ket pelloe'h; va stagit, va stagit !
 Astenn 'ran deoc'h va zreid, kinnig 'ran va daouarn;
 Kemerit ho morzol hag ho tachou honarn....
 Oh ! e palf va dors kleiz, setu beg eun tach teo;
 Setu toliou morzol, hag, a dreuz ar c'big beo,

An houarn a dremen, hag ar goad a red puilh.
 O anken dudius ! gant joa, me ho kuntuilh.
 Setu 'bars va dorm deou, eun tach ive sanket....
 Setu, vardo va zreid, va bournrevien kluchet :
 Astenn a reont reud va c'horf var ar planken,
 Ken a strak va eskern. Oh ! na pebez anken !
 Labourit, bournrevien : gant tachou brasoc'h c'hoaz,
 Ah ! treuzit din va zreid, d'o staga ouz ar groaz.
 Ma c'hellin varnezi divoaska, hep final,
 Ar poaniou spontusa c'hell an den da zonjal....
 Pevare n'em gavin, dre beder gouli vrás,
 Em zreid hag em daouarn, istribilh ouz ar groaz,
 Epad teir eur amzer, brevet gant ar poaniou,
 Evit digori frank dor eurus an Nenvou
 Da gement pec'her paour a rayo pinijen
 Hag a vo kalonek da viret va lezen ?
 Savit, savit ar groaz sounn var gern ar menez,
 Ma vo guelet a bell splander va c'harantez.
 Ah ! mar vouife an dud pement o c'haran,
 Daoust a chom e rafent etre skilfou Satan ?....
 Oh ! na mall eo ganin kas da benn va ero !
 Gant ar c'hoant da c'houzanv, va c'halon zo bero ! »

SEB.



Ar spered a binijenn

An Iliz ha lezenn ar Binijenn.

An Iliz a zo fiziet enni keleñnadurez Hor Zalver, ha ne c'hell diverska netra eus ar pez a zo skrivel en Aviel.

Abalamour da-ze, evit chom sentus ouz mouez he Mestr, an Iliz he deus, adaleg ar penn kenta, aliet an dud d'ober pinijenn. Evit ozikour he deus savet lezenn ar c'horaz, ar pevare amzer, ar vijilou, ar gwener.

Lod a lavar : " Ra vezimp lezet d'ober pinijenn evel ma karimp." Siouaz ! ker bras eo sempladurez an dud, ma ne rafent tam tam pinijenn ebet neuze ! "

Nann, lezet d'ober o fenn o-unan, an darn vrasa eus an dud ne rafent tam tam pinijenn ebet. — Breman, o senti ouz an Iliz, e tiskouezor volonte vat, ha kement-se a zo talvodus, a zo eur binijenn. Ya, ar re a zo sentus e-doug ar bloaz ouz lezennou an Iliz, a ra pinijenn. N'e ket kalet ar pez a c'houlenn an Iliz en deiz

hirio. N'eus forz : Senti a zo mat ato, an hini a zo sentus ouz mouez an Iliz a blij da Zoue.

Ar c'horaz gwechall a oa dies awalc'h, pa veze ret tremen hep kig epad daou-ugent dervez. Met hirio ne c'houlenner lezel ar c'hiig a gostez nemet diou vech ar zizun : « d'ar gwener ha d'ar merc'h. Hag an distera abeg a zo awalc'h evit chom hep yun.

Rak-se ar gristenien vat ha kenvredeur an Trede Urz a zantellaio amzer ar c'horaz dre o fedennou gret gwelloc'h, dre hent ar Groaz a raint aliesoc'h, dre binijennou all a gement a galon vat. Ret eo evit paie dle ar pec'hed ha beza trech d'an drouk-spered. « Dre binijenn ar C'horaz, a skrive ar Pab Beneat XIV e 1741, eo ech en em lakomp dishenvel diouz enebourien ar Groaz ; dre ar binijenn ep e pellaomp diouzomp koumar Doue, a resevomp sikour an Nenv bag omp kennerz etueb an drouk sperejou. Ma teu lezenn ar binijenn da loskât, e zaio nebeutoc'h a bedennou varzu Doue, ar relijiot gatolik a gollo eus he c'aerder, an eneoù kristen eus o nerz ; ar broiou a gouezo varno gwalleriou, ha pep seurt droug en em gavo gant an dud. »

Ha gwechall ; epad ar C'horaz, ar gristenien a gare ober pinijenn. Ar c'hoariou a veze difennel, ar chase dilezet. Hag en amzeriou ma veze selauet mouez an Iliz gant ar broiou kristen, ar brezel ive a ehane epad ar C'horaz, var urz an Iliz. *Ehan a berz Doue.* Setu an hanou roet d'el lezem-ze a vire ouz an dud d'en em gamma epad ar c'horaz ha amzeriou all eus ar bloaz.

Ar binijenn a dle beza e goueled ar galon. Kaout keuz gwirion d'ar pec'hejou ha kastiza ar c'horf, setu aze petra eo ar binijenn. Epad ar bloaz, ha dreist-holl er c'horaz hag en amzeriou merket gant an Iliz, ar gristenien a garo ober pinijenn. Ha pinijenn a c'hell ober hep rei da anaout d'an dud all, hervez ali Hor Zalver :

« Pa yunit, na vezit ket trist, evit ma ousezo an dud ho peus yunet. Met goale'hit ho tremur, bezit laouen, evit na ousezo ket an dud, ha Doue, an Hini a lemn er galon, a roio d'eo'h ho pae. »

Ar re ne yunont ket, o veza n'o deus ket a nerz awalc'h, a c'hell elevato ober pinijennou a bep seurt da blijont da Zoue : evel debri eun tam tam nebeutoc'h d'ar prejou, lezel a gostez eun tam tam skotenn, eun aval pe eun dra all, eva nebeutoc'h a vin, ha zoken chom hep kemeret na gwin na boesoun all nemet dour. Ar yec'hed ne vo ket falloc'h, ha pinijenn a vo gret. Traou all c'hoaz : sevel eur c'hart-eur pe eun hanter-eur abretoc'h, diskouez nimoc'h a nerz-kalon el labour, gouzav ar re all gant brasoc'h pasianat, beilha var an teod, beza karantezis en hor c'houzou, ober aluzenn, hag, evit gellout ober brasoc'h aluzenn, chom hep butun. Pep hini a gavo tro d'ober pinijenn kement ha ma karlo ba d'en em zantellat.

J. U.

—————
Abaoue ma zeus tud var an douar,
 Darn a zo tomm, darn a zo klouar,
 Darn all a zo, siouaz ! ien-du....
 Pe domm, pe glouar, pe skiaset oc'hu ?

SEB.



Buhez Maze Talbot

Simiad (douger-sammou)

« Rouantelez an nenv n'eo ket bet prometet d'an dud fur ha desket eus ar bed, met d'ar re a zo henvel ouz ar rugale vihan. »
(Troet diwar linennou skrivet gantan).

D'ar 7 a vezeven 1925, d'ar zul, gouel an Dreinded, eun den a goueze e ru Granby, e Dublin, p'edo o vóni da iliz Ar Zalver, iliz an Dominikaned. Vardro nav eur hanter eus ar mintin oa. En eur c'harr e voe kaset kerken da hospital Jervis Street, 300 metr bennak ac'hano. Maro oa; ha kerken e voe roet urz d'e lakat e sal ar re varo, hag eul leanez gand eur vaouez all a zeuzas evid e zebelia.

Kaout a rajont dindan e zilhad eur jadenn garr a rae diou vech a dro d'ar c'horf; eun tammig kordenn he dalc'h, hag ouz ar gordennig-ze oa stag meur a vetallen. Ouz ar vrec'h zehou ez oa eur jadenn vihanoc'h, hag en dro d'ar vrec'h kleiz edo kordenn Sant Fransez; eur jadenn henvel ouz himi ar vrec'h a starde unan eus an divesker; hag ar c'har all a oa eur gordenn endro d'ez.

Ar c'horf a oa nêt, daoust m'oа sanket ennan ar chadennou merglet.

Eun dra souezus oa kement-se, hag e voe grët enklask. Ar pez a lakimp aman a zo bet diskleriet gant kerent tosta ha gant mignoned Talbot ha gand ar re a voe, epad ouspenn tregont vloaz, o veva en e gichen, hag e welas o pedi hag o labour. Evez mat a zo bet taolet var gement a zo skrivet aman, ha pep tra a zo gwir penn da benn.

Doue a zebiant beza dibabet an den-ze a renk izel evid ober anezan eur zervicher fidel demhenvel, dre e binijennou hag e zantelez, ouz sent koz an Irland, ker kalet goulskoude o buhez. Trugarc'keomp Doue da veza savet ken uhel eur micherour distri a veve hag a bede, dec'h c'hoaz, en eun toullig kambr eus Dublin.

I PENNAD

**E famili. — Yaouankiz Maze Talbot. — Distrei a ra da Zone.
E stumm-spred.**

Maze Talbot a c'hanas e 1857 en eur famili micherourien, hag a voe badezet e iliz Sant-Loranz o'Toole, e Dublin.

Mont a reas da skol ar Frered (Breudeur kristen). Met buan e chomas er ger eus ar skol, evit en em rei da labourat. Da genta e voe lakeet e ti eur marc'hadour gwin, an aotrou Burke.

Ez vihan oa troet var ar c'hoari kement ha n'eus forz piou eus e oad.

N'en doa ket a zoare da zont da veza santel evel ma tenas e gwirionez. Pell ac'hano : rak troet oa da eva, ha dispign a rae e arc'hant en ostaleriou. Var a gonte e vamm divezatoch, meur a vech e werzas e voutou-ler evit gellout eva hag e tistroe d'ar ger var e lerou.

Evelse a reas beteg e 25 vloaz. Neuze, en eun taol, e 1863, eur zadorn da noz, e tiskleries d'e vamm edo o vont da gemeret ar « pledge », da lakat e hano en eur Vreuriez eneb ar vezventi, d'ober ar bromesa da jom heb eba boesoun ebet goustet da vezvi (1).

Mamm Talbot ne reas ket kalz a van evit klevet he mab « Dale'h start, emezi ». An den yaouank a yeas eta da skolach Klonliffe, kloerdi an eskopti, galvet ive skolach ar Groaz-Santel. Eno ez oa eur chapel digor d'an holl, hag eno eo e voe savet ar Vreuriez. Ober a reas ar bromesa da zilezel pep boesoun goustet da vezvi, epad tri miz, etre daouarn an aotrou, Keane, Renre ar skolach. Sonjal a rae, evel ma lavaras divezatoch d'e vamm, kemeret adarre e liberte goude an tri miz. Evelato e nevezas e bromesa, da genta evit bloaz hag erfin evid e vuhez pem da benn.

Goude bez a kuitaet ti an aotrou Burke, e labouras da genta e ti an aotrou Pemberton, a zave tiez ha traou all, ha d'e 37 vloaz e voe kemeret gand an astrone Martin, marc'hadourien koad, o doa o stal vras e kichen kalou kear, er c'hafter hanvet North Wall. Eno e chomas betek ma kollas e nerz flag e yec'hed, 1923 (2).

Epad ma voe beo e vamm, e vevas ganti; divezatoch e fermas eur gainbr a goustet d'ezan vardro eur skoued ar zizun.

(1) Ar Vreuriez eneb ar vezventi a voe savet en Irland e penn kenta ar ch'antved diveza. Ne c'hounezas ket kalz a dud er biaoav-ezio kenta. Met an Tad Theobald Mathew, kaptusin, en em lakeas d'ober prezegennou, hag ar Vreuriez a voe neuze skignet buan ; etre ar biaoavezion 1837-45 7 milionn bennak o doa roet o hano. Met kalz ne zalc'hent ket mat d'o ger. Eun Tad Jezuist, Cullen, a c'uras an traou er Vreuriez, a rannas an dud e meur a lodenn, gant eur rener, eur zekretour. Ar Vreuriez a voe eur Vreuriez katolik hag a reas kial vad.

E Frans, ez eus savet ive eur Vreuriez katolik eneb ar vezventi : Ar Groaz Wenn, a c'houleum lezel a geste pep boesoun gret gand alkool, met a ro aotre da eva gwin, chistr, bier, gant na vezo ket evet re, rak an himi a vije mezo gant gwin, chistr, ne c'hell ket chome er Groaz Wenn.

Ar Groaz Aour, a c'houleum digand an dud lezel a geste zoken ar gwin, chistr, bier. Ar re a zo er Groaz Aour ne evont nemet dour, lez. Seulvui a dud a vezo er Groaz Wenn hag er Groaz aour, seul welloch'ez aio an traou, rak ar vezventi a a ra eun droug spontus d'an Iliz, ha d'nr vro.

(2) Betek 1896, Maze en doa gellet hep mintin klevet an oferenn da bemp eur e iliz an Tedou Jezuisted. An oferenn a voe da c'houde la varset divezatoch, ha Maze ne c'helle mui he c'hesvet, p'eo gwir e ranka kregi en e labour, da c'houez eur, e ti an aotrou Pemberton. Aha lamour da-ze eo e ez eas gand an astrone Martin, rak en o zi n'en doa d'en em gaout nemet da eiz eur.

Ne zimezas ket. Epad m'edo e ti an aotrou Pemberton, heman e gasas eum deiz da labourat da di eur pastor protestant. Kegineriez ar pastor, eur vaouez katolik ha devot bras, a welas buan peger zantel oa ar micherour yaouank, hag heman eus e diu a vœ gounvezet gand stumm dereat ar plac'h a zoujans Doue. Ar gegineriez a gomzas da Dalbot eus dimezi, e lavaras he doa eum tamm mat a arc'hant espernet, hag e c'helpent beva en o aes. Talbot a gomansas eum naved evid anaout bolontez Doue en e genver. Dont a reas respont an Nenv, ha Talbot a welas skler oa galvet da zervicha Doue o chom dizemez, ha ne vœ mui en arvat var gementse.


Komanset en doa e vuhez a binijenn en deiz m'en doa evit mat kemeret ar « *pledge* », ar bromesa da zilezel pep boesoun gouest da vezvi. E binijennou ne rajont nemet kreski da c'houde epad ouspenn 40 vloaz.

Ne c'hounezas ket muioc'h eget eur micherour all, etre 6 ha 8 skoued ar zizun, araog ar brezel; goude ar brezel an holl o devoe brasoc'h pae.

Setu aman petra lavar divar e benn unan hag en deus bevet en e gichen evad 25 bloaz : « N'oa tamm dishenvel dioc'h eun all da welet. E zilhad a veze paour, met nêt; bihanoc'h eget eur c'halz eus an dud, oa treut, taer, krenv. Bale a rae buan, a gammeljou bras, en eur lezel e gorf da vralla eun tammig. Ne glaske ket ober neuziou, ato e vœ eun den eün, dereat, poellek. O sellet mat, e welec'h oa uhel e dal, round e ividigou. E zaoulagad a oa bras, e valvennou pouunner, ar pez a roe d'ezan stumm eun den a-benn. Pa veze komzet dirazan eus eun dra hag a blije d'ezan, e kave geriou leun a vuhez hag a dan a ziskouze menoziou e spered, Barn eün a ræc an traou, leun oa a furnez, a skiant, ha buan e komprene. Daoust ma z'oa eun den a renk izel, e dempz-spered, a blije meurbet. » E c'hoar a lavar d'eomp e veze ato Maze laouen; eur vouez vrao en doa hag en deze plijadur o kana hymnou ha kantikou an Iiz pa veze e-man en e gambr.

Eur Breur karget eus iliz Sant Fransez Xavier, iliz ar Jezuisted, e Gardiner Street, hag a anaveze mat Talbot, a lavar e komze nebeut; eun den fur hag eveziek oa. Ne gomze morse da genta da hini ebet eus ar Breudeur. Met, pa veze roet tro d'ezan, e lavare dispost hag eün petra zonje var gement tra a veze disploget.

J.U.



Buez Sant Fransez a Assis

PENNAD KENTA

HE YAOUANKIZ ER BED

6. — Ar boan. Prizouniet.

Setu aze, e berr gomzou, buez Sant Fransez a Assis en he yaouankiz. Fransez a c'houneze eta he arc'hant eas aoualc'h. He zispign a rea ken eas all pe easoc'h c'hoaz, kemeret a rea he blijadur gan eur maread paotred yaouank all ker skany pe skanvoe'h hag ben, ha touellet gant ar bed eveldhan. Eur vech ar mare, an den yaouank a 'z ea da ober baleou var ar meaz, ha pa bare he zaoulagad var al liorzu koant, var ar prajecter pitividikeat gant bokedou liou fresk d'ezho, pa gleve doar ar voazen o kana dre ma tiskempe en draonien, e save he galon varzu Doue evit he veuli da veza great ar bed ker kaer, hag ar meaziou ker koant. D'an distro e kear, Fransez en em roe adarre d'ar bed.

An eürusdet, ar beva eas a ra ailes ankounae'hât an Aotrou Doue, ar boan a ra d'an den sonjal n'ema ket var an douar evit choum atao, mes evit gouint ar baradoz. Hent ar boan pe mar kirit hent ar groaz a zo hent bras ar baradoz, eme Imitation Hor Zalver Jesus-Christ. Fransez a oa e riskl d'en em goll o veva en eürusdet, setu neuze Doue a reas d'ar boan digeri d'ezhan he zaoulagad.

Sevel a reas brezel, en amizer-ze, er bloaz 1201, etre kear Assis ha kear Perous. Tud ar gear-man, krenvoc'h eget re Assis, o doa c'hoant ober ho mistri, neuze paotred vad Assis a zavas evit difen ho bro. Fransez, leun a galon, a embregas an armou gant ar baotred yaouank all, lag a stourmas euz he holl nerz, mes soudarded Assis a rankas plega : eur maread anezha a oue lazet. Eur c'halz re all a oue paket, gant Fransez en ho zouez, ha pri-zouniet e kear Perous.

Daoust ne oa ket euz an noblans, mab Per Bernardone a oa guis ket ker pinvidig hag a ouie komz ker brao, gant eum doare seveu, ma oa klozet etouez an dijentiled. Amzer en devoue neuze da zonjal a-zevri e guirionezou bras ar relijon; epad ar bloaz leun ma ehoumas e prisoun Perous, e c'hellas entent peger bresk eo neuden ar vuez, rak meur a hini euz he vignoumed a oa bet



Sant Fransez a gan e prizoun Perous

lazet, ha pegen dall eo an hini a glask an eürusdet var an douar, rak an distera tra a c'hell hon diskar.

Evelato, an den yaouank ne gollas ket kalon. Choum a reas laouen, er prizoun memez, epad ma oa he vignomed beuzet en ho daelou ha beac'hiet gant ar velkoni, ha d'ar re a oa souezet oo'h he velet ker mao, e respontas : « N'eo ket me en em roio d'an dizesper eveldoc'h-hu. Va guelet a rit hirio karget a chaden-nou, mes va guelet a reot eun dervez henoret gant an oll. » E pe leac'h e kave hardizegez da goinz er giz-ze ? Marteze er zonj euz komzou an eal a oa deut dindan furm eur pardouer da henor he c'hinivelez.

Mar tiskouezas karantez d'an oll, oc'h ho c'honsoli guella ma c'helle en ho ristidegez, Fransez a verkas pegen doua e oa grizennet ar garantez-se en he galon, o frealzi eur marc'heg hag a oa disprizet gant an oll. An marc'heg-se, ter da vont e kounnar, blonset he galon abalamour m'en doa kollet he liberte, a oa eat gouez, ha n'en doa nemet komzou faetiis ha leun a zisprijans evit he c'hoardou hag he genvroiz. An oll en em glevas evit choum 'eb komz ganthan.

Pa lavaran an oll, e lavaran fall, Fransez, en despet d'ar boan en doa da c'houzavant gant ar marc'heg-se, a oue atao mad evithan, a zalc'has koumpagninez d'ezhan, hag e reas d'ezhan, gant poan hag amzer, gouzavant diezamanchou ar prizoun gant pasianted, ha beza karantezus evit ar re all,

Divar neuze, muoo'h c'hoaz eget araok, mab Bernadone a oue meulet gant an oll.

Er bloaz 1202, ar peoc'h a oue sinet etre Assis ha Perous, hag an oll brizounerien a c'hellas distrei d'ar gear.

Fransez, kalz parfetoc'h kristen eget araok, na gredas ket evelato trei kein d'he vignounn p'en em gavas en ho zouez, hag a glaskas he bijadur gantho adarre.

Drean ar boan ne oa ket sanket doun aouale'h ennhan, evit ober d'ezhan entent da vad hag evit atao, peger vean eo an tamik eürusdet a gaved er bed.

Redet a reas a nevez varlerc'h an ebatou, mes choum a reas atao pur. An hini a oue divezatoc'h he vignoun guella, hag he govesour, ar Frer Leon, a velas, eun dervez, dre he gousk, he Dad eurus var gern eur menez e kreiz eul horz bleum koant, gant eul lilien guen flamm en he zorn, hag eur vouez euz an neny a zisklerias d'ezhan : « Al lilien-ze a verk purete dinam Fransez ».

7. — Ar c'hleved

Ar prizoun a oa bet madelez kenta an Aotrou Doue evit lakat he zervicher var hent a zantelez huela, pa 'z eo guir Fransez n'en doa ket ententet freaz aouale'h ar gentel-ze, Doue a zigasas d'ezhan ar c'hleved : an eil madelez euz he berz. Epad tri bloaz en doa klaskec'h ar bijadur, goudre prizoun Perous.

Ar c'hleved a skoas an den yaouank a oue hin ha poanius, choum a reas pell var he vele, ha da c'houde, etre he vele hag an tan. Pareax a reas evelato, rak Doue en doa sonj ober traou bras dre ar c'hlavour-ze, hag en dro genta ma reas eur bale, harpet var eur vaz, er moaz euz kear Assis, e oue souezet maro. Gwelet a rea dirazhan traonien ha menez, parkier ha foeneier, glasvez ha bokedou, mes an oll draou-ze ne oant mui kaer eyel guechall. Ar bokedou a oa disliv evithan, trouz an dour a ziskenne en draonien en eur richona a oa skuizus evit he ziskouarn, ha kaout a reas diazour ar frouez a zebras. Setu ma sonjas : « Petra eo eta gened ha madelez traou ar bed-man ? Netra. Doue hebken a zo gened, Doue hebken en deus madelez. Pegen dall oun-me bet beteghen, o rei ya c'halon da draou ken dister ! »

Hag e lavaras c'hoaz outhan heuman : « Pe seurt implij a rin euz va buez ? Choum da c'hoariellat atao gant eun toulladik pennou skany ? Nan, da Zoue e vezin, hag evit merka da Zoue oun d'ezhan, e rin vad d'an nesa dre an oberou a drugarez. »

Sonjou mad an den yaouank ne oant ket eur bouill moged hag a 'z a gant an avel. Kaout a reas var he hent, prestik goudre, eun dijentil guisket ker paour ma oa eun druez he velet : Fransez a ziviska he zillad brao evit ho rei d'ezhan.

F. M.

—————
An dour a c'heb, an tan a zey :
Ar c'christen mat, evit Doue a vev.

SEB.



Bleuniou Sant Fransez

III^et Pennad

*Selaouit bremen, mignoned,
Selaouit mat, hag e klevjet
Penôs Fransez, savet 'n e benn.
Enep Bernez, eun drouk-kredenn,
A laras, dickek, d'e vignon,
Evit dizamman e galon :
" Taer gwech dustu, gant ho potou,
" Mac'hit d'in ma gouig, ma genou. "*

Sant Fransez a Asiz, servijer Hon Salver,
Dre forz 'nem gastizan, ha pinnijenn ober,
Dre forz tremen an noz, o larout pedennou,
E zaoulagad beuzet en eur mor a daerou,
A yê war denvalât bende e sklérienn,
Ha na wels ket ken, 'vit larout, eun dakenn,
C'hoant d'ezan gant Bernez, d'ober eun tamniuk kaoz.
Diwarbenn treou ar Fe, Doue, ar Baradoz,
E yeas eun devez, da gaout e genvroad,
A oa, d'ar mare-ze, o pedi 'n kreiz ar c'hoad,
Da vihanan a gorf, rak e ine, hep mar
Unanet gant Doue, os ken war an douar.
Ar sant, a-zoug-e gamm, hen sioulik da dostât,
" Deut ganin, 'ne Fransez, deut da gomz eur pennad,

" Aman pell diouz an drouz, aman, ô ma breur ker
" An dall paour 'n ho kichen, gavo berr an amzer. " " Pé ver us d'ar bed-man, 'n em dennet ken uhel,
Mouez an den da glevout e ve siouaz re bell.
Ha pe ver gant Doue, ha n'eo ket gant an dud,
Ar skouarn na glev ken, hag an teod a chom mut.
Ouz komzou e vignon, Bernez na reas van;
Ne rannas ket eur ger, nann, na bras na bihan.
Oa ket Fransez hep gout, penôs diouz an Nenvou,
E koueze war Bernez 'vel eur mor a c'hrasou,
Grasou a bep doare, ha ken madelezus
Ma c'halle kaozeal, 'vel daou vreur, gant Jezus.
Oa, ket ar wech kentan, d'ezan e gwirione,
Da welout dirazan ar burzud dispar-ze.
Met pa fell e'ezan, ober, daoust d'e anken,
Ober gant e genvreur, eun tamm kaozeadenn,
E c'hortozas Fransez, eur pennadig gantan,
Ha war vetek diou wech, e c'halvas anezan.
Met perak koll amzer o komz gant eur bouzar,
A ne c'houil ket diskenn, diskenn war an douar !
Fransez 'droas e gein bag a dec'has neuze
Ken sioul ha ma oa deut, eun tammik, ac'hane.
Ha petra da sonjal ! Bernez têr gwech galvet,
A ré 'ta e benn fall, pa ne responte ket ?
Setu ar menoziou (1), 'deue da rodellat
E spered Sant Fransez, pa chomas, eur pennad,
'N e za, er wenojenn, hag evit gourc'henn,
D'e vignon, hen gortoz. 'n eur hirât e bedenn,
E-keit ha ma vije, o c'houmit a veg-troad
ruf lec'hig digenevez (2) eun tamn pelloch er c'hoad,
'Vit gallout azetoch lavarout e bedenn,
Komz ive gant Doue, ha digantan goulenn,
Goulenn evit petra, e oa Bernez chomet,
Hep respont anezan, hag hen têr gwech galvet.

E oa c'hoaz Sant Fransez, o larouf e bedenn,
Pa gleyas mouez Doue, o trederm 'us d'e benn :
" Da bêtra, paour bihan, bezan ken strafuilhet ?
" Hag heu ez eo dieet, 'vit holl madou ar bed,
" Dilezel eun Done, ha dont war an douar,
" Diouz lein ar Baradoz, lariit, da gaout glac'har
" Bernez, ho kenvreur ker, p'hen galvec'h, neus ket pell,
" A oa o komz ganin, o kouz evel eun ael.
" N'alle ket, neuze 'ta, lezel e bedennou,
" Evit monet ganec'h, 'vit respont d'ho komzou.
" Neuze 'e oa Bernez ken pell diouz ar bed-man,
" Ma oa deut e galon 'n em c'halon da domman.
" Vezit ket 'ta nec'hét, ma ne respontas gér,
" Rak holl moueziou ar bed a zo kals re dister,

(1) Pensées.

(2) Solitaire.

« Evit bezan klevet, e kalon eun Doue,
 « Gant neb a deu ebarz da vagan e ine. — »
 War ze, Fransez raktal, e galon en enkreze
 Evit goullenn pardon, a ya da gaout Bernez.
 Dre ar wenojennig, ar sant paour a deue,
 Pleget e benn gantan, en eur bedi Doue.
 Bernez deut adarre, eun tamz war an douar,
 P'hen gwel, a benndaoulin bag a chom dilavar.
 « Allo, ma breur kaez, 'savit buan 'n ho sa;
 « Ma selaouit, mar plij, ma kontin d'ec'h eun dra,
 « Ma kontin, 'me Fransez, d'ec'h aman war an taol
 « Ar pez a drubuilh d'in ma spered ken diroll.
 « Bremaik, pe oac'h du-hont daoulinet o pedi
 « Ho c'halven d'am selaou, ne oa ket 'vit c'hoari.
 « Met ken troët e oa ho spered gant Doue,
 « War gaoz Doue ha c'houi, an eil gant egile,
 « Ma n'allas ket ma mouez ganec'h bezan klevet;
 « Ne rëc'h ket, nan, eur van, ha setu me poaniet.
 « M'am bije gouvezet ar pez' ouzon bremain !
 « Gwelet am eus Doue, ha klevet 'm eus gantan,
 « Vije ket bet savet, enep d'ec'h, 'n em spered
 « Eun drouk-sonj ken diboell. Anzav 'ran ma fec'hed,
 « Ha bremain, oh ya, ya, e c'houlennan pardon,
 « Pardon 'vit ma fec'hed, 'zamm kement ma c'halon.
 « Bezit ar vadelez da selaou ma fedenn
 « Ha mar don pardonet, roit d'in pimijenn.
 « Dieout a red senti, herve hon reolemn;
 « Setu aman, ma breur, setu ma c'hourc'henn. » —
 « — Da senti, me 'zo prest, ha koulskoude, ma zad,
 « Gant, aon e vefe c'hoaz re diaes ar marc'had,
 « Roit arôk ho kér, e refet c'houi d'ho trô,
 « Ar pez a larin d'ec'h, kerkouls all, ha dillô (1). » —
 « — Ac'hanta, ya, Bernez, ar marc'had a zo graet,
 « Ha war ze, etrezomp, tabut na vez ket. » —
 « — Petra 'fell d'ec'h, neuze, e rafen me bremain,
 « Lavarit d'in, ma zad, lavarit hep kaout doan. » —
 « — Setu aman ma urz; ouzin 'renket senti;
 « Ha ma spered re feuls, eo red hen kabestri.
 « War an douar kalet, ma c'horf 'ya da c'hourve;
 « Eun troad e lakfet d'in a-dreuz ma goûg neuze;
 « Hag egile, dustu, da stouvan ma genou.
 « Ma c'horf taer gwech 'vel se 'vac'h fet gant ho potou,
 « En eul lavaret d'in : « Ne glevit ket, Fransez !
 « Foei ! Foei ! harao warnoc'h ! ha n'hoc'h eus ket a vez !
 « Da reudi ho korf brein, 'chomfet bremain aze.
 « N'hoc'h ken 'met eun den fall, mab brao Bernadone !
 « Ha da betra magan kement a vrasoni ?
 « Neus ket ,war an douar, falloc'h evidoc'houi ! » —
 Bernez, c'hallet kredi, n'en devoa ket c'hoant kaer
 Da senti d'eur seurt urz, evitan re boummer,

(1) Sur le champ.

Met ouz red n 'ez eus ken d'ober nemet plegan;
 Ha Bernez, den d'e c'hér, dousik 'yeas d'ezan.
 « Me ho ped, 'me Fransez, diskleirit d'in, d'ho trô,
 « Petra 'dlean ober; eveldoc'h, me 'sento. » —
 « — 'Vel ma laret, ma zad; pa vefomp hon daouik,
 « Bep tro, klevit mat, ma c'hourc'henn 'zo strik,
 « 'Vo red d'ec'h krozal d'in, ober d'in rebechou,
 « Vit ma kasin da get, buan, ma gwall dechou. » —
 Ar sant 'chomas manet, dirak ar e'homzou-ze;
 Bernez'oa, d'e veno, disi e gwirione,
 Eun den santel dispar, netra da gaout ennan
 Da vezan disgweet, ha netra da eeuman.
 Adalek an de-se, e tremenas Fransez,
 Hep chom da gomz gantan ken pell, ken alies,
 Gant án aon da renkout, rebechat d'e genvreur,
 Eur sant ma oa unan, 'vel ne oa ket nemeur,
 Eun draig, eun netra, en dije graet d'ezan,
 'Leiz e walz'h, goudé-ze, trubuilh, glac'h ar poan.
 Gwech pe wech, koulskoude, pe fell d'ezan, kaer,
 Tremen, gant e genvreur, eur pennadig amzer,
 O komz eus o Doue, eus treou ar Baradoz,
 E tec'hé kuit, timat (1), goudé eun tamzik kaoz.
 Na pegement a vad, né rë ket d'ar galon
 Gwelout an doujanz vrás, ar ganrante wirion,
 An izelded dispar, a entane Fransez
 En andred e genvreur hag e vignon Bernez,
 Ar c'hetan a deuas, en Úrz savet gantan
 Evit klask diarbenn dizursou ar bed-man.

(1) Vite.

P. J.





Ar 27 a viz Ebrel

Ar plac'h evurus Janed a Vaille,
INTANVEZ
eus an Drivet-Urz (1331-1414)

Adoromp Hon Salver Jezus-Krist en e darempred gant an ineou : pa wêl eun ine a volonte vad, digor, evel eur vleunen da zav-heol, da zigemer tomnder ha sklérijen bammou e c'hras, e lèz goustadik e groaz da bouezan war he diouskao, evit distagan anei a-nebeudou diouz plijaduriou ar bed ha diouti hec'h-unan, hag evit ober dreizi treou burzodus e-touez an dud. Planten ar zantelez, ebarz eun ina, a digoeas d'ei peurvuian krigi e-kreiz joaiou ar mene Tabor, met na deu da darévi nemet war ar mene Kalvar, douraet gant daerou ar c'hlac'h.

Santelez ar plac'h evurus Janed a Vaille a zo bet maget gant kroajou. Gwelomp :

1^o) Penoz ar vagadurez-ze a zistagas he c'halon diouz ar bed-man.
2^o) Pesort beli koulzkoude he deus bet war ar bed en dro d'ei.

I

Ar plac'h evurus Janed a Vaille ac'h é bet distag
he c'halon diouz ar bed.



Janed o frealzi ar brizonerien.

Sant Bonaventur a zo leunn a venlodi, pa gomz eus talvoudegez dispar ar c'hoajou hag an tenziorio kuzet ennë : « Ar groaz, emean, ac'h é dor ar Baradoz, iec'hed ar bed, silvidigez an ineou, tenzor ar zent, mizilour ar vertuiou, hent ar zilvidigez ; ar groaz a zo war an dro al lestr hag ar porz-mor, kurumen an dud a vo salvet, eul liorz a dudi, eun nerz dispar, ha harp ar berfek-sion ». Janed he devoa bet eus an nenv donezon ar fe hag eur galon droet kaer war ar pinijennou. N'he devoa nemet unek via, hag ar Werc'hez gloriis Vari a lakaas eur pennadik ar Mabig Jezus etre he divrec'h, 'n eur c'houlen dianti envori alies poaniou euzus e Bastion.

Eur beleg eus Urz Sant Franséz a digoeas d'ean bean dibabet da sturian anei war hent ar zantelez. Pebez frouez na denna ket Janed eus e aliou ! Hag ive, o welet he skouer, holl dud an ti a gerzas laouen trezeg ar zantelez.

Hon flac'h evurus na zistage ket he sonj diouz Kroaz he Salver : war ar Groaz e veve gantan, ha koulzkoude na oa c'hoaz nemet eur bugel, ha d'an oad-se na ziwan ket founnus peurvuian er galon c'hoant d'ober pinijen.

He zud a zimeas anei d'ar Baron Robert a Silly, Hemau, hag a douje ive a greiz e galor e Zalver Jezus, a zigemeras Janed en e di kentoc'h evel c'hoar evit evel pried. O daou, eta, e yevent en doujans hag en karante Doue : douar mad, en gwirione, evit Done da hadan kroajou war hent an ineoù a volonte val-dse.

Galyet da zifenn ar Frans, Robert a digoeas d'ean bean gret prizonier gant e enebourien, met ar Werc'hez Vari, hag a re diouz frealidigez a dud glac'haret, a reas eur burzoud da demm anean eus tre o daouarn.

Met siouaz ! an brezel an nevoa dismantret madou an daou bried. Koulzkoude ar bevien hag an dud ezommek a zeus bepred, evel arôk, a vandennou d'ar e-hastel. Fraillhet he c'halon o welet kement a dud en eur stad ken reuzeudik ha ken nebeud a dra da rannan etrede, ar Varonez a zavas he daoulagad leun a daerou war du an Hini an nevoa bevet pemp mil a Judevien gant daouig tamm bara, raktal, o burzoud a garante ! ar bara a greskas etre he daouarn.

Evit heuill ar skouer roet gant Sant Loeiz, e roe bemde, en enor d'Hon Salver ha d'e Ebestel, da zibri da drizek paouer, gonde bean gwalc'hét d'e o zreid. Digemer a reas ive en he zi enuivaded bihan da zevel. Na-dremene ket eun devez hep bean frealidigez eur hoan benag.

Ar maro kri a dizammas d'ei war he diouskao eur groaz gwall bouner : he fried a deus da verval hag he zud-kaer a skoas anei e-maez eus o c'haestel. Setti hon flac'h, eta, liec'h unan hep skoazel na madou : met karante Doue a verve en he c'halon, ha hi, evit ober plijadur da Jezus dre he finijen hag hec'h izelder a galon, ac'h eas deus an eil dor d'eben da glassh bara. Eun devez, Sant Erwan 'n em diskoeas d'ei gant sae an Drivet-Urz hag a laras d'ei : « Ma keres kuitat ar bed, e tanyai adaleg bremen joaiou ar Baradoz ». Neuze e westlas he hue d'an dud ezommek hag e tremenas hec'h amzer en dro d'ar bevien ha d'an dud lor, evel gwejall Sant Franséz e-man. Dre he fedemon hag he douzder, e tizroas kalz anë diwar hent ar pec'hejou hudur ; mont a re da welet ha da frealzi ar brizonerien ; heuill a re befeug ar yunuten diwean ar re anë a vije barnet d'ar maro, ha, war he feden, meur a bec'her a dizroas ouz Done. Tremen a re dre-holl, 'n eur ober ar vad.

II

Ar plac'h evurus Janed a Vaille he deus bet
beli kalz war ar bed.

En hec'h amzer e oa daou dra hag a re d'ei kalonad : douar he Bro, douar Frans, a oa pladet dindan botez pouner an es-

tren, hag an Iliz Santel, he Mamum, a oa enni enebiez ha disparti etre ar gristenien, rag en penn an Iliz e oa daou pe dri Bab. Hon flac'h evurus a gare re le Bro hag an Iliz evit chom a zav, heb ober netra, dirag o gwalleuriou. Mont a reas da gaout ar Roue Charles VI, he c'halon bruzunet gant an anken, met krenvaet gant nierz ar beden. Ar Roue he chiaouas gant preder evel ma ve chiaouet kannad an O. Doue, ha lezennou an amzer-ze a doug, a blasou, merk an aliou roet d'ar Roue gant Janed. Laret a rer memes e tisklerias da Charles VI, eus peurz Doue, amzer da zont e Rouantelez, met ar pez a zo bet etrede o daou diwarbenn ze a zo manet kuzet d'an dud all.

Da vihanan, ar pez a zisklerias diwarbenn an amzer ma achufe an enebiez e-touez ar gristenien, pa oant rannet etre daou pe dri Bab, an neus roet da c'housout e wele gant daoulagad Doue en amzer da zont. E-touez an treou kuzet a zisklerias, e laras d'eur manac'h eus Urz Sant Fransez e vije kanvet da Bab; hag, en gwirione, ar manac'h-se a deuas da yean ar Pab Alexandre V.

Janed a valeas c'hoaz eus an eil Bro d'eben da lakat ober pedi ebarz ar ilizou gant ar Bobl kristen ha da zihunan fe gousket an dud lezirek. Evesle e reas kalz evit silvidigez he Bro hag unvaniez ar gristenien.

Chomomp zouezet aman dirag al labour gret gant an O. Doue dre zorn ar plac'h-man : setu hi tec'het eus ar bed, ha koulzkoudou nebeud a dud o deus bet kement ha hi a veli hag a c'halloud war ar bed.

O kristen, dalc'h eur pennadig da spred da zonjal en kement-man : ar bed holl a zo renet gant Doue, hag an distaran tra a zo er bed an neus e blas hag e labour merket d'ean evit peb amzer gant Doue e-unan. An den dre e liberte, a c'hall enebi ouz Doue, met biken den ebet n'allor harz ar bed hag an treou da arruout elec'h ma neus c'hoant Doue da wèlet nè o tigoee. Neuze, eta, n'eo ket 'n eur veskan kalz a dreou, 'n eur darempredi kalz a dud, 'n eur ober kalz a drouz e ve gret peurvuian ar gwellan labour, met 'n eur bedi kalonek arrok ober eun dra, da c'houlen digant Doue rei d'imp da c'housout e volonte. Neuze hon labour diazeet war ar furnez a dougo fruez a beuc'h hag a eurusted, rag ar fruez-se a vo bet c'hoantaet gant Doue e-unan.

Istor. — Ar plac'h evurus a Vaille, hag a blije d'ei sarmoniou kaer, a bede Doue gant eur fe birvidik da rei d'ar brezegerien ar sklerien o dije ezomm evit komz evel ma oa dleet. Kement se a oa anaveet e-touez ar veleien, ha meur a brezeger a zo bet sikouret gant gras Doue, pa o dije re a boan oc'h ober pe o tiski o zarmon, raktal ma o dije goullet zikour digant Doue en hanou Janed.

Peden. — « Jezus, ma Zalver benniget, gwir Doue ha gwir den, me en em westl d'ac'h korf hag ine; kemeret anoy evit ho merc'h; kinnig a ran d'ac'h ma c'halon, roet d'in hoc'h hini, pe gret na reio an daou galon nemet uman hepken ».

Menoz. — Pedi a rin alies Janed a Vaille, n'eus forz pelec'h e tigoee d'in bean, pe guzet en eur gouent benag pa e-kreiz ar bed

war dachen-labour ar misionou, rag fe am eus en he galloud burzodus da rei d'in, eus peurz Doue, sklerijen ha vertu.

Boked. — Ar plac'h evurus a lare ar gir-man d'ar brezegerien : « Klasket magan an ineoù gaft gwirioneou skler mat, hep klask rei da zonjal d'ar re a zo o chialou anoc'h, hoc'h eus eur gomz kaer ha flour, eur spered lemm hag eur wiziegez dispar. Eur wiziegez heb ezomm en eur brezegen a c'hall mont beteg ar spred d'ober d'eun plijadur, met na n'e ket beteg ar galon da dizrei anei ouz Doue. »

E.B.



Sonjitz ervat

An trede eurusted desket d'eomp en Aviel.

I. — Sonjitz : dre ar c'homzou-ma, a lavar d'eomp an Aviel : « eurus ar re a skull daelou, rag Doue o c'hennerzo » hor Zalver a fell dezan deski d'an dud talvoudegez an daelou santel, daelou ar galon. Hor pec'hejou eo kenta tra a die hon lakaat da skull daelou. Gwir eo e sakramant ar binjen int bet pardonet d'eomp, met an himi a lenv d'ezo a ziskouez gwelloc'h pegement e kar Doue.

Eur pec'het, uman hepken, a ve tra awalc'h evit ober d'eomp gouela epad hor buez a-hed. Ha ni, siwaz, pet pec'het n'hon eus ket great ! Daoust ha lenva a reomp d'ezo ! Na c'hellomp morse, eb aon da fazia, lavaret eo bet hor pec'hejou pardonet penn-dabenn. Na eanomp ket eta da gaout keuz d'ezo.

II. — Ar sonj hepken eus pec'hejou o nesa a zo bet ato tra awalc'h evit lakaat an daelou da sevel e doulagad an dud sanctella, pa sonjen pegen mat eo Doue. Pec'hejou an dud eo o deus lakaat an daelou e doulagad Jezuz. An Aviel ne lavar ket hen dije hor Zalver c'hoarz, aliez avat e lavar en deus lenvet.

Sonjitz : nag a bec'hejou a vez great dre ar bed, ha lod mar-teze abalamour d'an skuer fall bet roet ganeoc'h c'houi. Ma karit Doue hag o nesa, ar gwel eus ar pec'hejou-ze a lakei an dous sevel en ho taoulagad.

III. — Sonjitz : ha goude na vije bet pec'het ebet great dre ar bed, ma karit Doue evel m'eo dleet, beza dalc'hett pell dioutan a ve tra awalc'h d'eoc'h da lenva. War an douar-ma ni a zo pell dious ti hon tad, hag e riskl d'her c'holl evit ato. Na velit ket eno eum abeg mat d'ho taelou !

Lezit eta a gostez plijadureziou divlas ar bed, hag e kreis ho prasa levez, n'ankounac'hait ket dousder an daelou sanctel.

Gouela hag hirvoudi gant ar c'hoant da vont d'ar gwir eurusted setu ar gwella doare d'he c'haout.

G. S.



LOURD, katekiz beo

TREDE DEVEZ

Lourd ha Providanz Doue

Bez 'ez eus bet en amzer goz é Bro-C'hall rouaned hag a jome en o falez hag a leze unan all bennag da c'houarn o zujidi. Hanvet int bet en histor *ar rouaned diegus*.

Bez 'ez eus tud, her guelet hon deus, hag a bac'h ez eus eun Doue. Guelet hon deus iveau e fazient hag e lakent ar re all da fazia, rak diskouezet hon deus mat e meur a zoare ez eus eun Doue.

Bez 'ez eus tud all ha ne 'z eont ket betek naç'h eun Doue hag en deus krouet an neny hag an douar. Mes, var o meno, Doue a lez ar bed en deus krouet da droi egiz ma kar; evito Roue an neny hag an douar a zo iveau eur roue diegus hag a jom e palez an nenvou dall ouiz hon ezomou ha bouzar ouz hor pedennou.

Ar gelennadurez-se goest da lakan an dizesper da vont e kalon pep den a zo ar c'ontrol beo d'ar virionez. Gouzout a reomp, an Iliz hen desk d'eomp, en em emell Doue ouzomp, e sell ouzomp hag e selaoù ac'hanomp gant madelez, e ren ac'hanomp gant furnez, e kennerz ac'hanomp en hon trubuilhou, e hentch ac'hanomp varzu ar baradoz, ez eo, en eur ger, n'eo ket hepken *krouer* ar bed, mes iveau e c'hotarmer.

Gouarnamant ar bed gant Doue a zo hanvet ar Brovidanz.... Ha ma sked ar *Brovidanz*-se e pep leac'h, e sked muioe'h c'hoaz e Lourd eget e leac'h all.

Perak ez a kement a dud da Lourd ? Evit kaout grasou ! an dud a red a Lourd evit goulen sikour digant Doue en o zrubuilhou hag en o foaniou, en o foan-spered hag en o foan-gorf. En eurger, an dud a red da Lourd dre ma ouezont ez eo Doue eno kalz brokusoe'h eget e leach all gant e c'hrason.

Hag an dud-se ne faziont ket. Ar virionez a zo ganto.

Penaos ne ven fe ket ? An hini en deus da genta laket an dud da vont da Lourd eo ar Ver'hez gloriis Vari dre m'en eur ziskouezas da Vernadett Soubirous er bloavez 1858. Hogen n'eus ket par da Vari evit diskouez Providanz Doue. Sonjet kentoc'h en hanoiou a roer d'ezzi : hanvet eo *Mamm Doue* ha *Mamm an dud*.

Mari da genta a zo Mamm da Zoue. — Mamm eo da Zoue dre ma z eo falvezet gant Mab Doue en em ober den ha dre eno kaout eur vam. Mes perak ez eo falvezet an dra ze gant Doue ? Abalamour ma felle d'Ezan adsevel an dud kouezet er pec'hed ha diframma anezo adre skilfou an diaoul. Hag aman e kavomp dourn ar Brovidanz; rak m'en dije Doue lezei an dud el leac'h ma oant, an

— 79 —

dud a vije chomet en o dallentez hag en o dizurzou. Mes namn ! Doue a zo falvezet gantan en em ober den evit parea guelloc'h an dud : hag abalamour da-ze Mari a zo Mam da Zoue; an hanouze a zigas d'eomp da zonj eus an oll surzudou a druez great gant ar Brovidanz !

Mari a zo ouspenn Mamm an dud. — Sonj ho peus : e tal ar greaz Mari a glevas he Mab o lavaret d'ezzi en eur ziskouez an abostol yaouank Sant Yann : « Setu aze ho mab », ha Mari a gomprenas e roe Jezus d'ezzi, en diskib muia-karet, an oll dud e oa o vont da verval evito. En despet da fallagriez an dud Mari ne argilas ket dirak bolonetz he Mab : kemered a reas an oll dud da vibien ha dirav neuze e teuas da veza hor Mamm.

« *Mamm an dud* », an hanouze, bezit sur, n'eo ket hepken eun hñor evit Mari. Nann ! En eur gemeret anezan, ar Ver'hez gloriis Vari e deus kemered iveau ar garg da ziouall ha da zifenn pepenni ac'hanomp gant nerz ha teneridigez eur vamm. Aotrou santele Arz a oa boazet da lavaret : « Ar Ver'hez Vari na c'hello diskouiz nemet goude ar varn ziveza ; re he deus d'ober ganeomp ac'handi madelez Vari evit pepenni ac'hanomp, evit an dud a zo bet araozomp hag evit an dud a deuo var hon leac'h betek fin ar bed....

Ervez kreden devot an Iliz Mari a zo etre Jezus hag an dud evit ma tremeno dre he daouarn an oll grasou a deu d'eomp digant Doue. Ar virionez-se a zo eas da velet e Lourd. Grasou Doue a gouez eno stankoc'h eget e leac'h all. Perak ? Dre m'e deus Mari choazet Lourd evit guelet he bugale eus an douar.

Bezomp leun a fizianez e Providanz Doue ha goulenomp be skoazel dre Vari. Ma zigouez ganeomp chom hep kaout ar pez a c'houlenomp, sonjomp e tleomp goulen dreist pep tra silividigez hon ene ha goulenomp digant ar Ver'hez gloriis Vari seveni evidomp ar bromesa great ganti da Vernadett : « Me a bromet d'eoc'h e vefot eurus, n'eo ket er bed-man mes er bed all. »

SKOUER

Paredigez Juliett Forêt.

E maner koz Villpint, e Sevran-Livri (Seine-et-Oise) peder leo hanter diour Pariz, ez eus eun hospital evit ar merc'hed yaouank klanv a skevent. Oc'h entent ouz ar paourkeas merc'hed yaouank se ez eus leanezed eus urz Intron Varia Wir Zikour. Bep biaoaz, unan eus al leanezed-se ar vamm Mari-Albert a gas ganti da Lourd eur vandennadiig eus he c'hlanyourezed hag avechou hini pe hini outo a vez pareet gant Mari konsevet heb pec'hed.

Eus a c'houec'h klanvourez kaset tri biaoaz araok da Lourd eus hospital Villpint ne jome mui e huez nemet Juliett Forêt. Guelet a reer mat dourn ar Brovidanz en he faredigedz digouezet er biaovez 1899.

Juliett, laket etouez ar re a oa ar gwasa taget gant ar c'hlenned a c'hortoz ar maro, prest da blega da volonbez Doue. Eun esperans goulskoude a jome ganti : « Ma c'hellfen, emezi, distroi da Lourd me 'zo sur e parefen !

Eun devez ma oa sonj Lourd en he fenn, Juliett a velas daou protestant o tont betek enni : eur médisin eus a Bariz hag e vreur. Ar medesin a ziskouezas kalz a vadelez en he c'henver, ar per a lakeas en he c'halon kalz anaoudegez vat evitan. Her guelet a reomp en eul lizer skrivel ganti eun neubeut devezeion goude d'eur Verc'hez Vari ! Ma ne vefen ket pareet e kavfen dies bras; goueskoude ober a rafen a galon vat ar zakrifis eus va yec'bed hag eus va buez evit ma teuo d'ar relijon gatolik ar medisin protestant a zo bet o velet ac'hanon. »

Ar zakrifis-se a zo bet rekompanset. Intron Varia Lourd en deus
selaouet oll bedenou ar plac'h yaouank devot.

Hep dale Juliett a yee da Lourd gant pelerinaj broadel Franz. E prosesjon ar Zakramant, var blasen ar Rozera, pa dremene Jezus dirak he c'hravaz ar glanvourez yaouank a zante eur yec'hed burzudus oe'h en em zila en he c'horf a bez. Sevel a ree kerken, pare mat eus ar c'hlleved skrijus en doa kaset anezi betek dor ar vered.

En eur glevet ar c'helou, ar medisin a skrive d'e dro : « Lammata
a ra va c'halon o klevet ez eo bet pareet Juliett Forêt en eun doare
burzodus, o klevet iveau he doa great ar zakrifis eus he buez evi-
domp; fizianz am eus d'he guelet pa vezin distro da Bariz, evit he
meuli hag he zrugiakat. »

四

Pedampexit hon Anaon

Kemper. — An Otre Chaloni GADON, gwehall Superior ar C'hoerdi bras hag aboue 16 vloaz vikél vrás an Eskopti, maro e 43 meurz d'an oad a 82 vloaz.

N'am eus ket anaveet gwelloc'h helek », eme an Otto Duparc, Eskob a Gembri.

Sant-Briek. — An Otro Chalon CARLUER, sekretour braz en Eskopti, maro e 14 meurz d'an oad a' 63 bloaz. Bet e oa keleunner

An Otro Carluer oa karet gant an holl; bean oa eur helek santelevel ma n'eus laret an Otro 'N Eskop. An Otro Carluer oe het unan
santebout a oso crit: "Kenfetion Sant Fransez."

Guitalmeze. — Mari OULHEN (*C'hoar Mari Jezus*) maro d'an
Tende. Urt.



PENNOU GOULENET

Lennierien kristen pedit evit :

Hon misionerien Kabusin a Vreiz-Izel a zo gant 30 Gabusin all o labourat da ober Kristenien eus an 12.000.000 baian e bro Rajputana (Indoustan). Setu aman o anoiou :
An Tad Hippolyt, Eugen ar Gac eus Lezardreo, Esk. Sant-Brieck.
An Tad Sylvain, Eugen ar Sant, eus Drezeny, id.
An Tad Regnald, Ian Roussel eus Lamball, id.
An Tad Guy, Leandr ar Floc'h eus Bontree, id.
An Tad Fransez-Regis, Leon, Mace eus Loscouet, id.
Ar Breur Hilarion, Erwan ar Falher eus Ploubezr, id.
An Tad Armand, Ernest Douarin, Superior, eus Gwenned.
An Tad Charles, Alfred ar Neouannic eus Plemeur, Esk. Gwenned
An Tad Pi, Matelin ar Ruyet, eus an Oriant, id.
Ar Breur Veran, Jul ar Bouhellec, eus Locmene, id.
An Tad Lucian, Ian Vilien, eus Naoned.
An Tad Clodoald, Theophil Mace eus Herie, Esk. Naoned.
Ar Breur Philibert, Mauris Duteil, eus Bouguenais Esk. Naoned.

Daou misioner all c'hoaz eus hon bro a zo e **Constantinop** :
An Tad Herve, Erwan Soyer, eus Kamlez, Esk. Sant-Briek, Supe-
rior ar mision.
An Tad Euseb Ian ar Febvre, eus Plemeur, Esk. Gwened.

Reddit live exit:

Hon Tad Santel ar Pab, an Otronez Eskibien, ar veleien, Urz
Sant Fransez, Breuriezou Breiz. Hor skolioù kristen, o mistri ha
mestrezet. — Freret an « Deskadurez kristen » Ploermele. Freret
ar skolioù kristen. — Leanezet ar Spered-Santel, Sant-Brieck. —
Leanezet Jezus, Kermaria. — Leanezet ar Furnez (Sagesse). —
Leanezet a Brovidans Doue Crehen. Meur a relijiuz klamy. —
Distro meur a bec'her ouz Doue. — Meur a glanvour. — Meur a
familh ankeniet. — Meur a zen iaouank bag a blac'h iaouank.
— Eun den iaouank o klask e stad a vuhe. — Patronaj Landerne.
— Eur guden dies da zibuna.

MISIONOU. — Pedit kalonék evit ar misionou roet gant hon Tadou, ma tougint frouez puilh evit gloar Doue 'ha silvidigez an eneoù :

E *Plouje* (Eskopti Kemper) eus 31 a Veurz d'an 17 a viz Ebrel,
gant an Tadou Barnabe, Fulgence, Tugdual hag Yvon.
E *Poullaouen* (Eskopti Kemper) eus 27 Ebrel d'an 15 a viz Mae
gant ar memes re.

Levr neve e brezonek Gwened

LIVR PÉDENNEU
OVEREN ha GOSPEREU
GROEIT
é latin hag é brehoneg
GET
EN DD. GUILLEVIC HA PRIELLEC

PRIZ :

Basane pleine, racinée jaune, tranche jaspée.....	15,50
Pleine toile noire, tranche jaspée.....	13, u
— — — — — tranche rouge.....	14, u
— — — — — tranche dorée.....	17,50
Mouton noir chagriné, tranche dorée.....	20,50
Chagrin noir, tranche dorée.....	24,75

E ti LAFOLYE Gwened.



Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta

Miz Mae 1927

Niverenn 5

Ra vez meudet Jezuz Krist !

Bepréd.



Kenteliou
Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou

TAOLENN AR MIZ

Gouelioù ar mir.	tronadrien.	81
Sant Fransez	tronadrien.	81
Buhez Ma. tot	83	83
Buhez Sar. Fransez sis.	86	86
Kelou eus ar Breuriezou.	88	88
Hleunion Sant Fransez.	89	89
Sonjil ervat.	94	94
Sant Ferdinand.	95	95
Lourd, katekiz beo.	98	98
Pedompe evit hon Anaon.	100	100

* Rédition et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c. : 46.28 NANTES

Priz : daou skened ar bloaz.



MIZ MAE

- 1 Sul *Eil sul goude Pask.* — S. Philipp ha S. Jakez, Ebestel.
DEN EURUS JULIAN, kovez euz ar Chenta Urz.
DEN EURUS VIVALD, kovez euz an Trede-Urz.
PLACH EURUS PETRONIL a DROYES, gwerc'hez euz an Eil Urz.
- 2 Lun S. Athanaz, kovez ha Doktor.
Gouel ar Groaz kavet.
- 3 Meurz GOUEL BRAS S. JOSEF, Patronn an Iiz katolik. — I.P.
DEN EURUS LADISLAS, kovez euz ar Chenta Urz.
- 4 Mercher DEN EURUS BENVENU a RECINETO, kovez euz ar Chenta Urz.
- 5 Yaou DEN EURUS BERTHELE PUCCI, kovez euz ar Chenta Urz.
- 6 Gwener DEN EURUS BERTHELE PUCCI, kovez euz ar Chenta Urz.
- 7 Sadorn S. Stanislas, eskob ha merzer.
-
- 8 Sul *Trede sul goude Pask.*
9 Lun S. Gregor a Nazians, Eskob, kovez ha Doktor.
10 Meurz S. Antonin, Eskob ha kovez.
- 11 Mercher GOUEL RELEGOU S. KORANTIN ha S. PÖL, eskibien ha kovez.
- 12 Yaou S. Nere hag e gompagninez, merzerien.
- 13 Gwener S. PER REGALAT, kovez euz ar Chenta Urz. — I.P.
S. Servez, Eskob.
- 14 Sadorn Ofiz ar Werchez.
-
- 15 Sul *Pevare sul goude Pask.*
16 Lun S. Ubald, kovez.
- 17 Meurz S. PASKAL BAYLON, kovez euz ar Chenta Urz. — I.P.
- 18 Mercher S. FELIX a GANTALIS, kapusin. — I.P.
- 19 Yaou S. ERVOAN (pe Youen) kovez euz an Trede-Urz.
Tod EURUS YAN HA PER merzerien ha THEOPHIL, kovez, euz ar Chenta Urz. — PLACH EURUS HUMILIANA, infantez euz an Trede-Urz.
- 20 Gwener S. BERNARDIN a SIENN, kovez euz ar Chenta Urz. — I.P.
- 21 Sadorn DEN EURUS KRISPIN a VITERB, kapusin. — I.P.
-
- 22 Sul *Pempet sul goude Pask.*
Rogationou. — Ofiz an de.
S. YAN BADEZOUR ROSSI, kovez euz ar chenta Urz.
- 24 Meurz Rogationou. — Ofiz an de.
- 25 Mercher Rogationou. — Gouel Dedi an Iiz vras a Asiz.
- 26 Yaou YAOU AN ASANSION pe Yaou-Bask. — A.J. — I.P.
- 27 Gwener S. Bed, kovez ha Doktor.
- 28 Sadorn S. Augustin a Gantorbery, eskob ha kovez.
DEN EURUS HERCULAN, kovez euz ar Chenta Urz.
-
- 29 Sul *Ar sul goude an Asansion.*
TUD EURUS RAIMOND HA STEFAN, merzerien euz ar Chenta Urz.
- 30 Lun SANTZ JANN D'ARK, gwerc'hez euz an Trede-Urz. — I.P.
S. FERDINAND CORI, euz an Trede-Urz. — I.P.
- 31 Meurz SANTZ ANJELA MERISI, gwerc'hez euz an Trede-Urz. — I.P.
PLACH EURUS BAPTISTA VERANI, gwerc'hez euz an Eil Urz.



Sant Fransez e skol ar Grouadurien

Andante

Bet oun er skol, a la - va -
re Sant Fran - séz, Gand o - be - rou an Dou - e
a ga - ran - tez : Hag en o yez e la - rent
d'in hep di - han : meu - lit Dou - e, de - nig bi - han.

1. — Bet oun er skol, a lavare Sant Fransez,
Gand oberou an Doue a garantez,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan;
Meulit Doue, denig bihan !

2. — Gwelet em eus e bolz huel an nenvou,
Stered arc'hant o lintra vel mil gouiou,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denig bihan !

3. — Gwelet em eus alies al loar velen
Hag an heol tomm, rammer bras er sklerijen,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denig bihan !

4. — Gwelet em eus, 'n'eur vale war ar meziou,
'Touez ar iéot glaz, bleuniou koant a vilhonou,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denig bihan !

- 5.— Gwelet em eus stankennou douu ha tenval,
Meneziou sounn, o gern huel ha divral,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 6.— Gwelet em eus ar c'haera perlezennou :
Gliz ar mintin o krena war an deilhou,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 7.— Gwelet em eus dour bras ar mor eonennus,
Mil ha mil ster o reddeg d'ezan founnus,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 8.— Klevet em eus an avel foll o yudal,
Ar c'hurunou, a-zioch' va fenn, o strakal,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 9.— Klevet em eus tarziou gwenn ar mor spontus
D'ar reier du o rei pokou strafuilhus,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 10.— Klevet em eus mouez al labousedigou
O kana flour, var bord o neizouigou,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 11.— Klevet em eus mouez ar c'hlleier benniget
O son sklinin, en touriou dantelezet,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 12.— Klevet em eus mouezig ar vugaligou
O c'hatouilhat war barlen o mammigou,
Hag en o yez, e larent d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 13.— Klevet a ran mouez ar Zent hag an Elez,
Er baradoz, o kana gant levenez,
Hag en o yez, e laront d'in hep dihan :
Meulit Doue, denigbihan !
- 14.— C'honei, tud difeiz, hag a zo dall ha bouar,
Klevit hirio monez an nenv hag an douar :
En o zavar, e laront d'eoc'h heb paouez :
Meulit Doue, tudigou kez !

SEB.



Buhez Maze Talbot

Simiad (douger-sammou)

II PENNAD

Penaos e tremene e zervez. — Labour. — Pedennou. —
Petra oa gand e gamaraded.

Epad al lodenn vrasa eus e vuhez, Maze a zavas bep mintin da ziv' eur. Eur plankenn en doa evit gwele hag evit penn-wel eun tamou koad. Setu aze var betra e kouskas epad (1) vioaz leun. Epad an deiz e lakee eul liser var ar plankenn d'e guzat ouz daoulagad an dud. Epad an noz e kennere eun hanter-pallenn ha netra ken. Pa veze re yen epad ar goany, e leze e c'hoar da lakat eurzac'h bennak var c'horre e hanter pallenn, met ne felle d'ezan kaout pallenn all ebet.

Eus diveur da beder eur e pede daoulinet var e wele, e zivrec'h e kroaz. Da beder eur e save, ha p'en deze en em gempennet, eo'h en em roe adarre d'ar bedenn beteg an oferenn. Epad ma voe oferenn da bemp eur e iliz ar Jezuisted, an oferenn-ze eo a glevas. Divezatoch', Maze a gendalc'h easvelato da vont d'an iliz da bemp eur, hag e c'hortoze er mèz ma vije digoret an nor, vardo pemp eur hanter. Pe vrao pe fall e vije an amzer, e c'hortoze var e zaoulin e kichen ar gloenedem-houarn (1).

Eno, var ar maen, e tiskuize var e zaoulin noaz. Ato hag e pep lec'h e pede var e zaoulin, hag e zaoulin noaz. Evit gallout ober ar binijenn-ze hep rei du c'houzout d'an dud, en doa grët eur faout en e vragez a-zioch' an daoulin; e vantel a guze ar faout-se, hag evelse an dud ne anavezent ket e dro-ijin.

Kerkent ha ma veze digoret dor an iliz, e taouline var an treuzou, hag e poke d'an douar gant doujans, hag e kérze betek dirag an aoter vrás. M'en dese amzer awalc'h araog an oferenn, e rae hent ar Groaz var e zaoulin noaz ato, var e zaoulin kuzet gand e vantel.

(1) En Irland em 'an ar c'his evelse da zaoulin e kichen dor an iliz, da bokat d'an nor. Er broiou a feiz e weler ive traou henvel : er Spagn, e Breiz, e Lourd.

Epad an oferenn, e gorf ato sounn. Maze a jome daoulinet, zoken epad an Aviel ; n'en dese levr ebet, met pedi a rae, e zaoulagad troet ouz an douar. Epad an oferenn e kommunie, ha goude fin an oferenn ne jome ket pell mui en iliz. Mont à rae er mèz, ne zelle nag a zehou nag a gleiz, met eün e kerze gand e hent. Netra ennan ne c'helle skei daoulagad an dud nemet e stumm, e zoare santel.

Digouezet en e di, e tomme ar chokolat pourchaset gand e c'hoar en deiz arao; eun tammig bara a zebre gand ar chokolat, hag ez ae neuze d'e labour, en eur ober vardo eun hanter-eur vale.

M'en dese amzer awalc'h, ez ae, en eur dremen, en iliz, d'ober eur bedennig, met ne jome ket pell. Daou eveziad (karget da doler evez var al labourerien), a anavezas Talbot epad ouespenn 30 vloaz, a lavar n'en em gave morse re zivezat. Eur vech hepken oa digouezet goud m'oa komanset al labour : n'en doa ket klevet ar c'harr o tont er porz, hag oa chomet re bell er c'hardi el lec'h m'oa boazet d'en em denne da bedi epad ma veze elhan.

Ne zistroe ket d'ar gér da eur ar prejou, hag e tremene an darn vrasa eus an amzer-ze o lavaret pedennou. Ne zigasas morse netra da zebri, keit ha ma voe yaç'h; goude e glenved, e tigasantan eun tammig bara, a zebre epad ma veze ar eall gand o merenn. E gamaraded a ginnige d'ezan meur a vech lod eus o boud; kemeret a rae eun tammig, gand aon ne vije anavezet e yun striz.

P'en dese anaoudegez awalc'h eus an dud, e konte d'ezo epad an elhan istoriou tennet eus buhez ar Zent. E gamaraded o dese plijadur. Maze a gonte brao an traou. Doue e veze ato a-zioç'h e spered, ne c'helle komz nemet eus Doue.

Eun deiz e komz gand unan eus e vistri divarbenn an doare d'ober vad da eoneou an dud. Difenn a reas e veno, e zoare da varn gant kement a nerz ma voe souezet an eveziad, hag heman a rebechas d'ezan beza bet re hardis e kenver eur mestre. En em guittat a rajont hep lavaret muioc'h. Eun dervez pe zaou da c'houde, Maze a zeus da gaout e vestr : Hor Zalver, emezan, en doa lavaret d'ezan e tlie goulem pardon, hag e teue da c'houn pardon.

Eun nebeut bloaveziou a zo, an dud a laboure gant Talbot a oa boazet da doui ! Talbot hep tro a rae rebechou kalet d'ar re a doue, ha goude e labour ec'h en em denne en e gardi betek ma teue eur c'harr all, hag e kinnige da Zoue e bedennou evid ar gwall-gomzou en doa klevet. Ma wele unan eus e gamaraded o chom hep lavaret komzou fall, met o c'hoarzin en eur glevet ar re all, Maze her galve en eur c'horn tro bennak da fin an dervez, hag a roe d'ezan da, gompren ne dlie ket evelise kemeret plijadur o klevet leou-douet. Antronoz e tigase eul levr santel bennak d'an den yaouank en doa gourdrouzet en denc'hent.

Al labourerien da genta a glaske goapât Talbot, met buan e voe skoet o spered gand e nerz-kalon hag e lealded, gand e zantelez, ha dizale ne voe mui klevet o toui er porz ma laboure ennan.

Maze a oa eun den eün, gwirion gand e gamaraded hag e vistri. An dourn a roe d'e gamaraded d'zikour da wellât o stad hag

e lavare heb aon e veno divarbenn deveriou ha gwiriou ar vistri hag al labourerien (1).

Pa veze freuz gand al labourerien, p'en em vodent evit gwelet petra d'ober, Maze a roe peoc'h; plega a rae d'ar pez a veze bet kavet mat gand an darn vrasa, met n'ez ac morse d'ober trouz ha ne c'houenne ket beza paet evid amzer ar « *grev* », an ehan-labour. Pa veze kinniget d'ezan arc'hant evid an amzer-ze, her c'hemere, met ne grede ket oa arc'hant dleet.

Just ha leal a c'hoantae beza ato hag aon-en doa da vankout var ar poent-se e kenver e vistri hag e gamaraded.

Avechou e veze eur vag da ziskarga buan evit ma c'helpo mont eus ar porz gand ar mare. An dud neuze a laboure en tu all d'an eur, hag o dese vardo dek real ouspenn o fae.

Eur vech, goude eun hevelep labour, an tenzorier a welas n'oa ket deuet Maze da gerc'hat e bae. Antronoz e c'houlennas outan perak. Maze a lavaras e kave dies kemeret an arc'hant-se; meur a vech o deze, epad ar zizun, pennadou elhan; ha n'oa ket just, pa veze ret, labourat eun nebeut eurion muioc'h ?

Ar mestri a roas da gompren d'ezan ne c'helle ket direnk e gontchou evid eun den hepken, hag a roas d'ezan dek real. Maze, elevato, a gendalc'has d'ober evel arao : ne c'houlennas morse gwenneg ebet evid al labour a rae goude an eur, hag ar mestri a rankas kas d'ezan e bae.

An dra-ze a ziskouez pegement e prize ar justis hag al lealded. Gwir en doa da veza paet evid eul labour grët goude an eur, met gand aon n'en dije ket gounezet mat awalc'h e bae evid e holli zer-veziou labour, en defe gant joa grët eun eur bennak evit netra.

O kuitat e labour da bemp eur hanter, Maze a zistroe d'e gambr hag a gave a bred aozet gant e c'hoar. O vont en e gambr, e temno e vantel, e poke d'ar groaz hag e kemere e bred, daoulinet e kichen an daol. P'en dese echu, e c'hoar a renke e gambr hag hen leze e-unan. Ne zave ket. Kregi a rae kerkent en e bedennou a gendalc'he betek dek eur hanter, ha neuze ez ae erfin da gousket.

J.U.

(1) Eul « *Labourman* » oa, da lavaret eo e klaske reiza mat stad al labourerien. Gwelet a rae ne veze ket atao roet d'al labourer ar pez en doa gwir da gaout hag ec'h en em lakee a-du gand e gamaraded, met morse ne reas d'e vistri eun dra ha ne vije ket just, leal.

Ha pa vijec'h kreny evel Samson,
Skiantet bras evel Salomon,
Pinvidig mor evel Kreuz,
Ma n'o peus karantez Jezus,
Ne credit ket beza eurus.

SEB.



Buez Sant Fransez a Assis

PENNAD KENTA

HE YAOUANKIZ ER BED

8. — Lez kaer ha soudarded.

Doue, kountant euz he zervicher abalamour ma oa koulz da ober evel ma oa da lavaret, her sklerijennas en noz varlerc'h. Guelet a reas, dre he hvure, eul lez kaer ha pinvidig, leun a armou gant eur groaz varuho. « Evit piou an armou hag ar maner kaer-ze ? » a c'houennas Fransez kerkent.

— Evidot hag evit da zondarded, « eme eur vouez.

Da c'houlou deiz, pa zavas an den yaouank, e tenas da zonj d'ezhan euz he hvure, ha divar neuze, he spered a nijeh heb ehan varzu ar zoudarded a dlie ren var an dachen.



Sant Fransez, var warc'h, o vont d'ar brezel gand Ian a Vrien

Pa glevas hano euz eun dijentil hag e dlie mont euz Assis da zikour soudarded ar Pab en eur brezel er C'hresdeiz euz an Itali, Fransez a zonjas e oa galvet gant Doue da vont da heul an dijentil, setu ma prenas dioc'h tu eun harnez brezel euz ar re binvidika. Mont a reas en bent, guisket evel eur prins, ha lavaret a reas : « Gounit a rin eur renk huel. Pa gouskas e Spolet, eun diaouzek leo benag dious Assis, e klevas ar menez mouez en doa klevet dija, oc'h he c'hervel adarre d'ez he hano : « Fransez, pehini amezho ho daou a c'hel ober ar muia a vad, pe ar mestr pe ar mevel, ar pinvidig pe ar paour ? — Ar mestr pinvidig, eme ar zant. — Perak ta neuze, e zilezes-te Doue, a zo ar mestr ha pinvidig, evit redet varlere'h an den, a zo ar zervicher hag ar paour ? — Aotrou, eme neuze Fransez, petra-fell d'eo'h e rafen ? — Kea var da giz, eme ar vouez, distro d'az kear, eno e vez diskteriet d'id ar pez ec'h eus da ober, rak an traou ez peus guelet a zell ouz an eme. »



War leuren kear Asiz, Sant Fransez a ro e earc'h d'eur marchek paour

9. — Koan ziveza. Da Zoue.

Kerkent ha ma c'houlaouas an deiz, an den yaouank a lavaras kenavezo d'he genvroiz, souezet ganthan, hag a deuas var he giz, evit senti ouz mouez an Aotrou Doue. En Assis, he vignouned a

dridas ho c'halon p'her gueljont : « Bez' e vezi, emezho, hor rener adarre, evel m'out bet beteghen. » O fedi a reas da zont oll d'eur goan vrás a rofe d'ezho, evit kaout plijadur asambles, eur vech all c'hoaz.

Ar goan a oue pinvidig bras, ar baotred yaouank a c'hoarze hag a varvaille, Fransez a zonje. Poania a reas da veza laouen, mes ne c'hoarze mui a greiz kalon, evel guechall.

Achu koan, ar yaouankzou a yeas d'ober eun dro dre gear, o veuli mab Per Bernardone; hen a yea var ho lerc'h, mes padal e choumas a zav, he spered kollet e Doue. Pegen dudius e oue ar mare-ze evilhan !

He vignouned, p'her gueljont evel sounnet e kreiz ar ru, a deus var he dro, hag a oue nec'het da genta : kollet en doa he liou flamm. Dont a reas dizale ennhan he unan, setu ma c'houlennas ar re all diganhan en eur c'hoapât eun tamik : « E pe leac'h, da viana, e oa nijet da spered ? Daoust ha sonj e poa mont gant eur vero'h benag ? — Ia, emezhan, gant eur vouez stard ha seder, er zonj emaoun kemeret da bried ar binvidika, an nopla, ar gaera a zo bet biskoaz ! »

Fransez a zonje er baourentez, a zo bet pried Hor Salver hed he vuez, betek he varo var ar groaz, ha pa c'hoarzas d'ezhan he vignonné, ne lavaras mui ger. Entent a rea breman, skerijennet gant Doue, pegen didalvez e oa bet he vuez betek neuze, hag en doa disprizans evilhan he unan.

F. M.

Kelou eus ar Breuriezou

Guipavas. — C'hoarezet Trede Urz Sant Fransez o deus bet eur retred a dri devez, (10-13 Meurz) prezeget gant an Tad Barnabe. N'eus nemet meuleudi da rei d'ezo, evit ar boan a gementor d'ober labour Doue er barrez, dreist peb tra, dre o skuer vat. Kompreñ a reont muiooc'h mui pegen kaer eo heuilh hor Zalver J.-K., var roudou Sant Fransez. Yaouank c'hoaz, ar vreuriez a zo dija niverus : uspenn kant a vo enn 'hi, arok pell.

Eleksionou zo bet gret, ha Mari Dilasser zo bet hanvet adarre da zuperiorez.

Boulvriak. — Aman, an Trede-Urz voe bet savet, e dizoc'h ar mision bras roet er bloaz 1920, gant Tadou Kapusinet. An Tad Fulgence zo bet o welet ar c'hoarezet, d'an 28 a viz C'houevrere diveza. Bolonte vat zo en o zouez, hag o niver, a dra zur, ne rei nemet kreski : rak an Otrou person, petra bennag m'en em gav e penn eur barrez vrás, n'ankoua ket bugale Sant Fransez : bep miz e ro d'ezo kenteliou santel, e chapel Sant Briak.

Goudelin. — An Trede-Urz, e Goudelin, a zo e gwirione benniget gant Doue : Diou eus ar c'hoarezet a zo aet da leanezet, hag, ar pez a zo kaeroc'h c'hoaz, ar beleg yaouank, a rene ar Vreuriez, a zo aet da vanac'h e Urz ar C'hapusinet.

Doue da venniga muiooc'h mui breuriez Itron Varia an Enez !



Bleuniou Sant Fransez

IV^e Pennad

Setu aman penós eun ael,
Deut eus an New a denn-askell
E kouent traoniem Spoleta,
A-berz Doue da zoudra,
Gant ar penn-rener Elias
Eur gaozeaden a reas;
Ha penós distoket gantan

E laras kenavo d'ezan,
Evit monet ac'hane, pell,
War hent Sant Jakez Kompostell,
Lec'h ma n'em gavas gant Bernez
Ha ma tisklérias d'heman fréz
Penós ar rener Elias,
Ken reut d'ezan, hen distokas.

Yaouankik c'hoaz an Urz, nebent a dud ennan,
Na kouent ebet d'e da c'halleout n'em vodan,
Sant Fransez c'hoanteas mont beteg ar Galis
Da welout Sant Jakez, da bedi 'n e iliz.
Eun nebeut kenvendeur, en e birc'hinerez
A yeas d'hen ambroug, hag en o zonez Bernez.
E oant 'la gant o hent, hag ar Sant n'em gavet
Gant eur paourkaez klanyour, eun drue hen gwelet.
« Ne glevit ket, Bernez, setu ma gourc'bemann :
« War dro ar c'hlanyour man, chomfet aman laouen. »
En eur souba e benn, Bernez a zaoulinas;
Da urz e dad santel, gant doulanz a blegas.
Manet e unanik, ar re all gant o c'heut,
Laret o c'henavo, a yeas holl kerkeut;
Hag e kér Sant Jakez, int arru a-gevred
E tremenjont an noz, en iliz venniget.

Epad ma oant eno, o pedi gant kalon,
Doue roas dà c'hoht da Fransez, e vignon,
E renkje n'em lakât da zevel kouentchou.
Eun tamm dre-holl er bed, war ar maez, er c'hériou.
E Urz, e gwirione a dilee n'em astenn,
Menec'h a-vern ennan, 'vel ar mez en dervenn.
Kuit da droidellat, Fransez 'gavas an tu,
Da zevel dre eno eun tammoù kouent dioustu.
Achu d'e weladenn, e tisroë d'ar gér,
Dre an bevelep hent ma tiskennas e kér,
P'arrus gant Bernéz, n'e gichen e glanvour,
Yac'h, sers mat en e zav, 'vel eur pesk en e zour.
— Da via e vo ho trô, Bernez, ô ma breur kaez
Da vont da bardonan, betek kér Sant Jakez
— Hennez a vo ho kopr, En hent ez an brema
— Da dremen eur pennad, e traonienn Spoleta.
En draoniennig didrouz 'lec'h ma veve Fransez,
Pell diouz safar ar bed, e-kreiz al levezin,
Maze hag Elias, hag o holl genvreudeur.
Ouz o zad ker karet, na dostaent nemeur,
Pa vije o pedi, distag diouz ar bed-man,
Penn ouz penn gant Doue, gant aon d'e drubuilhan,
O doujanz evitan, kerkouls o c'harante
Ne devoa ket o far, neblec'h e gwirione;
Rak ne oant ket hep goût penôs n'e bedennou
Doue da gomz outan 'deue eus an Nenvou.
Da gomz ouz e vignon ha da zizoloi
D'ezan eur bern treou kaer, ouspenn eun neventi.
Sant Fransez, eun devez, oa o pedi, er c'hoad
Setu eun den yaouank, da welout, hegarat,
Gwisket e beajour, graet gantan kalz a hent,
O n'em gaout a greiz-holl, e toull dor ar gouent.
Hag hen da skei, da skei, a daoliou dorn serret,
Ya, e-pad pell amzer, ma chomas holl manet,
Manet gant ar spouron, menec'h ar manati
O klevout war an nor, kement all a dourni.
Maze, hast kaer warnan a redas a veg-troad,
Hag en eur digeri : « Glevit ket, ma den mât !
— Eus pelec'h e teut ? D'ho stumm da c'houll digor,
— N'hoc'h ket eus ar vro-man, nan, nann, war maenor. » —
— « Penôs ta 'dele skei, lavarit d'in dioustu,
— Eme an divrôad, penôs, 'vit kaout repu ? » —
— « Taer gwech e ve skôet; taer gwech, 'laras Maze
— 'N eur lezel 'tre bep taol, eur pennadik dale.
— E c'hortozer, neuze, ken ma feu ar porjer,
— Peurdibunet gantan e dammi *Pater noster*.
— Ha da zont, ma tilerc'h, dao d'ez i c'hoaz neuze,
— War an nor, dous ha brao, e skôet adarre. » —
— « M eus ket amzer da goll, eme an divrôad.
— Hag em eus skôet krenv, da vez a klevet mât.
— Ma beaj a zo hir, an bent a zo diaes.
— Mé a zo deut aman, evit komz ouz Fransez.

— Er c'hoad eman breman, gant Doue, e bedenn.
— Hen abuzi, dre-ze, o na c'houllfen biken.
— Bezit 'ta n han Doue, bezit ar vadelez
— Da c'hervel Elias, Elias ho preur kaez,
— Eun den a skiant bras, hag a zoare, herve,
— Da gaozeal gantan, laouen me a vefe. » —
Maze 'yeas dustu, da larout d'Elias :
— Eun estranjour, aman, d'ho kwelout 'n eus c'hoant bras ». —
Heman, e benn e gouez, na c'houllas ket senti,
Ha setu krog Maze, krog da n'em dregasi.
Nec'h bras, a dra sur, 'vel Pêr gant e hec'hed.
Da be sant n'em westlan, ar paour ne ouie ket.
— Ma laran; n'all ket dont, e vo gaou a larin;
— Ha ma laran : ne fell, rei skouer fall a c'hallin. » —
Epad ma rodelle an treouze n'e spered,
An estranjour et maez war an treuziou chomet
E oa e holl skiant, o venet digantan;
Hag hen da skei ken gwas, ma skoas da gentan.
Maze 'dizro buan, hag a lar krak-ha-krenn :
— A zo brao, pôtr yaouank ! Terri ma gourc'hemenn ? » —
— Elias, me oar mât, ne fell ket d'ezan dont,
— Eme an estranjour, n'hoc'h eus ken nemet mont
— Da larout da Fransez, e renkan komz gantan;
— Gant e bedenn, er c'hoad, eman, c'houi oar, breman,
— Ha gant aon e teufe, evidon d'he berrât.
— Ra digaso d'am c'haout, Breur Elias, timat. » —
Maze 'sentas dioustu, hag hen da gaout ar sant,
D'ober e gefridi, kuit da gaout nec'hamañ.
Fransez, war e zaoulin, 'lare e bedennou,
E zaoulagad troet e-trezek an Nenvou.
Ha piou an divrôad d'ar manati deuet ?
Eun ael an den gwisket, gant Doue degaset.
Kuit da sevel 'n e zav, diwar an douar yen,
Lec'h ma oa gant Doue ken troet 'n e bedenn,
Sant Fransez d'e genvreur na rannas 'met eur ger :
— Maze, ma breur bihan, dizroit prim d'ar gér;
Larit da Elias, herve ma dle senti,
Monet, bag hep dale 'n toull dor ar manati;
An estranjour gantan 'n deus ezom d'ober kaoz,
Allo ! mât eo 'vel-se, me ro d'ec'h ma bennoz. » —
Oa ket da larout nann; hag Elias dioustu
A mont da doull an nor, droug ennan, e benn du.
Hag en eur digeri, 'n eun taol ken a zone :
— Ac'hanta ! pôtr yaouank ! petra 'glasket 'vel-se ? » —
— « Diwallit mat, ma breur, eme an divrôad,
— E teufe ar goumar, eun tammoù re d'ho gonesat;
— Ganti e ve dallet, ken aezet, an ine,
— Ma n'all ken goût pelec'h e ve ar wirione. » —
— « Lavarit, neuze ta, 'me Elias, e berv
— Petra fell d'ec'h 'rafen ? Vo ket marvat re c'houerv ? » —
— « Ac'hanta, ma breur ker, ar re 'fell d'e pleustri
— Lezenn an Aviel, ha n'allont ket dibri

« Ar pez 've war an daol, da brejan degaset,
 « Herve m'en deus Jezus, e-man diskleriet ?
 « Ha piou, lavarit d'in, ma drofe en e benn,
 « A c'halife, hep pec'hed, ahendall gourc'henn ? » —
 Elias, gourd d'ezan : « Koulis ha c'houi, me 'oar-ze !
 « 'Meus mann ða larout d'ec'h, it arôk da vale ! » —
 — « Ya ! ya ! 'me egile, met dont a rin a-benn
 « Da ziluian war ze arôk d'ec'h ar gudenn ». —
 Dirag eur seurd komzou, fuloret Elias,
 E sachas, krenv, an nor, ha war e c'hiz 'deuas.
 En e gamprig didrouz, eun tamm torret d'ezan,
 Elias a chomas, neuze, da brederian.
 Ar pez 'oa tremenet, a hoamie e spered;
 Gouït petra da respont, ne oa ket tra aezet.
 Ar pôtr a oa nec'het : penôs kaout sklerijenn
 Da ziboun ervat, war he c'hed e gudenn !
 Elias, klevit mat, Elias 'oa neuze
 'Vel eil-rener, karget, da ren an Urz neve
 Hag elec'h denc'hel kont, hag eus an Aviel,
 Hag eus lezenn e Urz, ganti 'yeas re bell.
 Anezan e unan, setu, e gwirione,
 Ouz an holl genvreudeur, Elias o tifenn
 Dibri tamm kig ebet, hed ar bla, penn-da-benn.
 Ha gant e veajour, Elias tapet ber
 Na gave ket dioustu.... ar respont da ober.
 Nec'het 'ta ar paourkæz, ne oa ket 'vit lemel
 Diwar e damm spered, komzou ken leun a boell,
 Komzou eur pôtr yaouank ken divalc'h (1), da welet
 Ha 'vid o disklerian, herve, gwelloc'h tuet.
 'Trezek dor ar gouent, Elias 'n eur redad
 A yeas, bec'h warnan, warlerc'h an 'divroad.
 Met, ne oa ken eno; ha da belec'h 'oa aët ?
 Gant ourgouill ar manac'h, e oa bet ken feuket (2).
 Ma kavas, 'oa eur vez, 'vid eun den ken diboell
 Beza degemeret da ziviz gant eun ael.
 Gant Doue, e unan, Fransez sklerijennet
 War ar pez a oa bet gant e vreur tremen,
 Peurachu d'e beden, a tizroas d'ar gér,
 Ha da gaout Elias, a yeas gant herrder,
 Evit rebech d'ezan, ar pez en devoa graet.
 D'ar paourkæz estranjour d'ar menati deuet.
 « Graet hoc'h eus, Elias, klevit, eur pec'hed bras.
 « Perak beza ken rust, ha da betra argas,
 Argas eun ael Doue, degaset en hon zi
 « Eus lein ar baradoz 'vid hon sklerijenn ?
 Elias, ma breur ker, aon 'm-eus, ken a grenan
 « E teufe hoc'h ourgouill, siouaz, d'ho kastian
 « E teufe an Ankou d'ho kas gantan, kent pell,
 « Ermaez hon Urz santel, 'vel eun diaoul, da verville. »

(1) Divalc'h : humble, modeste.

(2) Feuket : rebuté.

Fransez, lemm e lagad, er pellder a lenne;
 Rak ne oa ken manac'h, Elias, pa varve.
 D'an devez, ha zoken, d'an eur ma kuitas
 Toull dor ar manati, ken rog da Elias,
 Gwisket ével ma oa, e beajour dre ze,
 Da Vernez a-greiz holl, an ael 'n em diskouzez,
 Pad ma oa aezet, war ribl eur ster, skuiz faez
 En eur dizrei d'ar gêr eus Iliz Sant Jakez.
 « Penôs, man kont ganec'h ! Ha c'houi yac'h, ha sers kaer ? »
 « Peuc'h Done da veza ganec'h, ô ma breur ker ! »
 Vel-se 'komzas an ael, ouz Bernez souezet
 Dirag eun estranjour, ken kaer all da welet,
 A gomze, yez e vro, ha ken karantezus,
 Ma c'houlennas outan, Bernez, ken difaeus (1)
 « Eus pelec'h e teuet, lavarit d'in, mabig ? » —
 — « Eus manati Fransez, eme an ael, dousik.
 « E sell a oan d'ober, eun tammiik kaoz gantant,
 Met ne oa ket er gér; gant Doue a unan.
 « E n'em gave er c'hood, er c'hood gant e bedenn;
 « Ha mont d'hen egazi, nann, c'houi oar, na c'houlen.
 « Maze hag Elias, war eun dro, ha Jily.
 « A zo bremen, eno, gant Sant Fransez, o zri.
 « Gant Maze 'm eus desket ar stumm da c'houll digor,
 Vit beza arru mat, kaout repu, gant enor.
 D'ar pez a c'houlennas digantant, Elias
 Skouarn vouzar gant fæ, da gentant a reas.
 Deut eun tamm keuz d'ezan, e klaskas goude ze
 Ober eur gaoz ganin, met divezat, kalz re.
 Bremen, neuze, Bernez, ha c'houi 'larfe d'in skler
 « Perag ne fell ket d'ec'h, treizan, aman ar stér ? » —
 Ar ster a zo re dòn, d'in da welet, aotrou,
 Hag e c'halffen beza beuzet, kuit a ardou. » —
 « Ac'hanta, 'me an ael, hon daou ni 'yelo 'ta.
 Hag e krogas 'n e zorn, hag evel larout ya
 Ken skany hag eur blouzenn, en tu-all d'ar stér vrás,
 Evel hep goût d'ezan, Bernez a n'em gavas.
 Anat d'ezan da c'hoit penôs e oa eun ael,
 E laras gant doujanz, laouen, a vouez ubel :
 « Aelig ar Baradoz, gant Doue beniget
 Lavari d'in, mar plij, hoc'h anō gant reizded (2) » —
 « Ma anō, 'me an ael ! Petra c'houlenmet c'houi ?
 « Ma anō 'zo dispar, evel-tan 'eus hini.
 Hag e yeas arôk, an ael, evel eun temm.
 Frealzet e galon da Vernez penn-da-benn,
 Kement, ken a dride, ha gantlan paëadra
 Da gaout, 'pad e veuj, ha levez, ha joa.
 E siellas raktal, start mat, en e spered
 An de, an eur ma oa deut an ael d'e welet.

(1) Difaeus : bien simplement.

(2) Gant reizded : en vérité

P'an arruas er gér, distro eus Sant Jakez
Er gouent, 'lec'h ma oa, gant e dri vreur, Fransez,
E tisklérias d'e holl, 'n' eur gaer a gontadenn,
Gant ar brasan evez, istor e weladenn.
'Oa ket da larout nann, hennez 'oa an himi
A oa deut, eun devez, beteg ar manati,
Anat, 'oa bet gwelet, d'an hevelep mare.
Gant daou genvreur Fransez, ha gant Bernez iye.

P.J.



Sonjit ervat

War ar pedervet eurusted eus an Aviel

I. — Sonjit ervat : dre ar c'houzou-ma : « Eurus ar re o deus naoun ha sec'het eus ar zantelez, rag m'ho dezo o goalc'h », hor Zalver a zesk d'eomp gant pe seurt aket e tleomp klask ar vertuz lag ar zantelez. Eurus an dud o c'hlask rag diskouez a reont anaout talvoudegez gwirion an traou, o klask dreist peb tra all, ar vertuz a zo gwir eurusted ar vuez.

Karet ar zantelez a zo eur merk a zilvidigez, ha din int a druez an dud n'he c'haront ket. Ra zeui bemdez ar c'hoant-ze da greski en ho kalon. An den hen deus ar zantelez a c'hell beza dibreden gant holl draou an douar, rag beza hen deus kement a c'hell da c'hoantat a vella.

II. — Sonjit ervat pegen krenv e tle beza ar c'hoant da veza santiel, p'eo gwir hor Zalver e-unan eo a lavar e tle beza evel an naoun hag ar sec'het. Ar c'hoant-ze a dle, ouspenn, beza paduz, na dle morse mervel ha war an douar netra na dle gellout e zerr. Seulwi e sonjoc'h e Doue, ha seulvuioc'h e tle kreski ho c'hoant da veza santiel. Evit gellout kaout ar zantelez netra war an douarma na dle ober aoum d'eomp.

M'an d'oc'h lezireg ha kisidig ous ar boan n'oc'h eus ket an naoun hag ar sec'het a gonz anezo hor Zalver. Neuze n'e veit ket mat, pegen kaer tra eo ar vertuz ha pegen ret eo d'eomp e c'haout.

III. — Sonjit pegen eurus eo an hini hen deus kement a c'hoanta. Ma c'hoantait ar zantelez, m'ho peus naoun ha sec'het eus ar vertuz, hor Zalver, hen lavaret hen deus, o roio d'ec'h. Eaz eo gwellit, ar zantelez a zo eun dra etre Doue hag an den. D'an den e c'hoanta, Doue e ro.

Ferag n'oc'h ket santiel ? Abalamour ma c'hoantait traou didalvez, na c'hellit da gaout, ha na c'hoantait ket'nr pez a rose Doue deoc'h ma karfec'h o goulent digantan.

G. S.



An 30 a viz Mae

SANT FERDINAND

ROUE KASTILH ER SPAGN
eus an Drivet-Urz (1200-1252)

Sant Ferdinand a zo bet eur Roue brezellour. Ar brezel ! Setu aze eur gir hag a laka, dreist-holl eu de hirie, sperejou an dud da bennfollan. Poblou o tagan an eil eben, ha tud en em lac'hau etrede ! Hag-en kement-se n'e ket spontus ?

Ya, en gwirione, ar brezel a zo eur walen euzus hag a dileur pellat anei ar muian ma c'haller. Rag ar hed holl a hirvoud warlerc'h ar peuc'h. Met ar peuc'h na n'all ren e-touez an dud nemet diazeet e veze war doujans ha karante Doue. Pet gwej n'hoc'h'l eus ket klevet laret : an dud holl a zo bredeur. Hag alies ar c'houzou-ze a goue diwar muzellon pe diwar pluen kozeourien pe skrivañnerien ha na gredont ken en Doue. Paour kez tud ! ma teuffent an distaran tam d'en em zonjal ! Breudeur n'allont bean brendeer nemet dre m'o deus ar memes Tad, ha Tad an holl dud ac'h e an hini a zo en nenvy ! Neuze, eta, ma n'anveont ken o Zad a zo en nenvy, piou ha petra a lakao hag a dalc'h etre an dud ar Vreudeuriez ? Naç'han Doue, e gwirione, a zo disklerian na n'ouller ken eus an dud evel bredeur, rak, pa n'aller ken laret « Doue evit an holl », na chom ken en doare-bevan an dud nemet « peb hini evitan e-unan ». Met pa ve peb hini o klask skrapat d'e gât, ne ve ket pell tabud ha kann o sevel. Doue, a dra zur, a bermet brezellour e-touez an dud evel eur walen-gastiz evit digas d'e da zonj o deus er Barador eun Tad gwirion, mammen ar peuc'h hag ar garante.

Adoromp era hon Zad a zo en nenvy ha karomp ar peuc'h, pegwir Doue ac'h e Doue ar peuc'h ha pegwir ive ar peuc'h hag al levenez a vo hon lod epad an eternite.

Met diwallomp e vefemp treitouret gant eur galon re wag ha re dener. A-wejou ee'h e ret ober brezel, pe ve d'ober difenn ar peuc'h, ar vro pe ar fe.

Sant Ferdinand na reas gwej ebet brezel da zen nemet evit an tri dra-ze. Met ive, evit kaout an trech'h, e c'houlle digant e zoudarded kentoc'h ar zentidienez ouz lezemou Doue evit nerzkalon en emgann.

Gwelomp daou dra en bue ar zant bras-man : 1^e) Ar chans an neus bet en e vrezelou a dleas d'e zevastion d'ar Werc'hez Vari ; 2^e) Spered Sant Fransez a oa evuan.

I

An trec'h war e enebourien a dleas Ferdinand da Vari.

Ar pesked 'n em denn d'ar mor, a lavar ar furnez natural; « evelise ive, eme Sant Bonavantur, holl c'hrasou ar zent 'n em denn da Vari. Ar c'hrasou dñinier roet d'an Ele, d'ar Batriarched, d'ar Brofeted, d'an Ebestel, d'ar Verzerien, d'ar Govizourien ha d'ar Gwerc'hzed, 'n em denn holl da Vari. Netra souezus en ze, pegwir ec'h è dreizi ec'h è bet tremenet ha diouti ec'h è bet dic'hlanet war ar bed ster ar c'hrasou ».

Ar gelennadurez-se a oa anveet e-touez kerent Sant Ferdinand; kenderv-gompez d'hon Sant Loeiz, Roue Frans, Ferdinand a greskas e kreiz devosion Mari, pegwir an XIII^e kantved a zo bet hanvet kantved Mari.

Banniel ar Werc'hèz a vije douget dalc'hmad 'ròk d'an armeou, pa rent brezel d'ar Vuzulmaned. Ar Spagn a oa pell a oa he goug dindan botez pounar an dud fall man. Met an hini he devoa, hervez ar Skritur Zakr, friket e benn d'an drouk-spered ha bruzunet an holl falz-kredennou eneb d'ar Fe, a dilec ive, dre darn Ferdinand, skuban ar Vorianed diwar douar ar Spagn. Ferdinand a ziskoeas d'ei e anaoudegez vad : kement gwej an nije an trec'h war e enebourien, e roe gloar ar viktor da Vari. Hag evit diskoe e zoujans da Vamm Doue, e kinnige d'ei hag e re beunigan en hec'h hano Ilizou ar Vuzulmaned an nije kemerez diwar o c'houst, evel iliz Kear Kordou.

En Iliz-man e c'hoantaas bean sebeliet dirak skeuden Mari. Dereat e oa d'ean kousket e hun diwean ouz treid an hini a oa bet e skoazel hag e nerz epad e vue hag he devoa gret d'ean, dre he galloud burzodus, kaout alies an trec'h war enebourien he Mab Jezus.

II

Spered Sant Fransez a oa en Sant Ferdinand

Sant Ferdinand a entane e zoudarded 'n eur c'houezan start en o c'halonou ar ioul da stourm ouz enebourien ar Vro hag ar Relijon : ar garante birvidik a diskoe en e labour peudeiek a oa diazeet holl war e fe gristen : pebez c'hoant na nevoa ket da welet an Aviel o c'houliou ar bed holl ! hirvouidi a re gant keen ha karante o sonjal n'alle ober nemet eul loden vihan eus al labour an nije bet c'hoant d'ober evit gloar an O. Doue. Muoc'h a fians an nevoa en pedennou e genreudeur eus an Drivet-Urz evit en nerz e armeou, ha, dre-ze, e klaske ledan en dro d'ean muoc'h mui spred an Drivet-Urz. Evese, tamz ha tamz, an dud a gemere kalon a-neve bag a duez da zervijan en e armeou eneb da enebourien ar fe, ar vorianed.

Ar Roue Ferdinand a re er Spagn ar pez a re menec'h Sant Fransez en Itali er memes anzer. En Itali, an Impaler Frederik II a oa 'n em zayet eneb d'ar Pab hag a re brezel d'ean. Mibien Sant Fransez a gase dre ar bed holl urziou ar Pab hag a re da anaveout a-dreuz ar gristenez a-bez an escommunugennou a gouze diouz dorn an Tad Santel war benn an impaler fallakr.

Spered Sant Fransez, eta, a gennerze ar c'halonou hag a zigase

dija d'an ineou, evel an heol-hany o sevel, bannou e dommder hag e sklerien.

Ar Roue Ferdinand na oa ket hépken eur brezellour bras; bean an nevoa ive ar garante ar vrasan e-kenver e sujidi. Unan eus ar pennoù bras a oa en dro d'ean a laras d'ean eun devez sevel tailhou neve diwar an dud evit fréjou ar brezel : « Doue, emean, d'am miro d'ober ze, E Brovidans a zo madelezus hag a devio d'am zikour. Muoc'h a aon am eus malloz eur baourez evit eus holl armeou ar Vuzulmaned ».

Gonid a reas war ar Vorianed kah a zouarou, rak, pa oa nevez et da roue, Ioden vrasan ar Spagn a oa etre o daouarn. Ha koulz-koude biskoaz na zavas en e spred ar c'hoant d'en em veuli : « Kement hag am eus, a lare, am eus bet digant Doue hag a dle hépken zervijan d'e c'hoar ». Hag en eur beden galonek e lare c'hoaz : « Gouzont a ret, o ma Doue, c'houi hag a lemn en pep kuzan eus ar c'halonou, na glaskan nemet ho kloar, ha nann ma hini. Ar pez a c'houllan n'eo ket kaout eur rouantelez hag a dre-meno, met rei da anaveout muoc'h mui hoc'h hano santed ».

Sant Ferdinand a rentas e ine d'e Grouer ha d'e Vestr; gwisket gantant e zilhad a vreur eus an Drivet-Urz, evit bean prest da stourm ha da drec'h war an diaoul en e angoni. Eul levenez dispar a deusas da frealzi e ine war e dremenvez : evurus e oa, en eur eus e varo, e c'halle rei d'ean e unan an testeni na nevoa labouret nemet evit astenn rouantelez Jezus-Krist hag evit mad e sujidi.

Peden. — « O Doue, c'houi hag hoc'h eus roet da Sant Ferdinand, kovezour, ar c'hras d'ober evidoc'h e vrezelloz ha da gaouet an trec'h war enebourien ar fe, gret ma vefomp, dre skoazel e beden, delivret eus enebourien ar c'horf hag an ine. »

Menoz. — Me a heuñlio skoner ar sant bras-man, 'n eur glask da gentan rouantelez an nenv ha gwiriou Doue, dindan skoazel galloudus ar Werc'hèz Vari.

Boked. — (*Koueet diwar bluen ar Pab Gregor IX*) : « Breudeur ar Drivet-Urz ac'h è gwir soudarded ar Ch'rist, silvidigez ar bed kristen, evel ma oa bet gwejall ar Makabee silvidigez ar Judevie ». Hag ar Pab Leon XIII an neus laret na oa gir re ebet er meulodi-ze.

E.B.

—————
Eur vaouez koant
Ha diskiant,
A zo 'giz eur rilhozen aour
Staget d'eur wiz ouz e fri glaour !

(Prov. XI, 22).

SEB.





LOURD, katekiz beo

PEVARÉ DEVEZ

Lourd hag ar mirakl.

Doue n'en deus ket dilezet ar bed en deus krouet; pell ac'hano ! Mirout, ren ha gouarn a ra anezan dre e Brovidanz : setu ar virionez a feiz hon doa sonjet enni deac'h, daoulinet a spreded ehrs rec'hier Lourd, el leac'h ma z eo en em ziskouezet ken skler ar Brovidanz-se.

Mes n'hon deus ket lavaret c'hoaz e teu Doue da ziskouez e Brovidanz e Lourd dreist-oll dre ar *mirakl*. An dra-ze eo a livirimp herio.

Peurvua Doue a c'houarn ar bed dre al lezennou en deus douget evitan abaoe ma z eus outan ; a beb eternite Doue a vel labour ha frouce al lezennou-ze reizet gantan en eun hevelep doare ma reont an dra-man-dra, d'an deiz-man-deiz, ha d'an heur-man-heur.... Al labour-ze a zo great gant Providanz Doue mes n'eo ket burzodus.

Avechou goulskoude Doue a ya pelloc'h : eleac'h lezel da c'hoari lezennou ha nerz an natur, Doue a ra d'e benn e-unan : eleac'h, mar kirit, parec eur c'lanvour dre labour eur medisin ha nerz al louzeier, Doue a bare anezan hep medisin na louzou : « Bez pare, va bolonte eo », a lavare Jezus d'eun den lor ha kerkent heman a oa neteat.

Doue a c'hell ober miraklou ; n'eus douetanz ebet da gaout var gement-se pa ouezer petra eo Doue. Doue a zo oll-c'halloudek hag abalamour da-ze pa fell d'ezan eun dra, an dra-ze a vezou denstu. D'ar penn kenta eus ar bed, Doue a lavaras : « Ra vezou sklerijen hag er sklerijen a baras ». Hag an Hini en deus krouet eus a netra kement a zo ne c'hellfe ket roi ar yec'hed d'eur c'lanvour pe ar vuez d'eur c'horf maro ? Respond : « Namm, » a veze diskiant.

« Mes Doue, a lavaro unan bennak, Done ne janch ket. Hogen e volonte he deus roet lezennou d'an natur kerkent ha ma oue krouet : an devez ma rafe eun dra bennak, diveaz al lezennou-ze, e volonte a janchfe ha Doue ne veze ket parfet. »

Bezit dineac'h : ar mirakl ne janch ket bolonte Doue ; p'en deus douget lezennou an natur, Doue a zo falvezet gantam er memes amzer miret oulo da c'hoari en dro-man-dro. Evese, douget en deus eul lezen hag a ra d'an dour redrek eus an treac'h d'an traon ; mes, er memes amzer, Doue a zo falvezet gantan e redje d'an deiz man-deiz ha d'an heur-man-heur dour ar Jourden eus an traon d'an treac'h.

— 99 —

« Mes, e vezou goulenet c'hoaz, daoust ba kement-se a zo din eus eun Doue fur ? Mar en deus Doue roet lezennou d'an natur n'eo nemet evit ma c'hellomp o anaout na tenna dijout hor mad ma teuont da janch. Evelse, penaos e c'hellimp-ni sevel eur vilin-zour var ribl eur ster ma red he dour guech d'an traon ha guech d'an treac'h ? »

Bezit adarre dineac'h ! Ar mirakl, dre natur, ne c'hoarvez ket alies ; ne c'hell ket eta miret ouz an dud d'ober o labour ervez o furnez. Jezuz en deus chanhet an dour e guin e eured Kana ; n'eus ket bet eur gwinienner neubeutoc'h. Jezuz en deus, diou vech, kresket niver an torzou bara : baraa ebet n'en deus sarret e di, labourer douar ebet na zo chomet hep hada guiniz en eur lavaret : « Ne dalv ket ar boan poazat bara nag hada guiniz peguir gant pemp torz e c'helpfer breman maga pemp mil den. » Erfin, evit distroi da Lourd, ar miraklou great eno n'o deus laket medisin ebet da glask eur vicher all.

Arabat d'eomp eta beza neac'het gant an traou zot a glewomp avechou eneb ar mirakl. An traou diste a veler mat o zotonni dirak ar virionez man : Doue a zo oll c'halloudek.

Hel lavaret hon deus, ar mirakl a zo rouez dre natur.... mes e Lourd n'eo ket ken rouez hag e leac'h all. Er c'horn douar beniget-se Doue a gar skoi an taoliou ze eus e Brovidanz hanvet miraklou. Perak, nemet evit henori an Hini a oue Mamm e Vab en em c'hreat den ? Mari he doa dibabet al leac'h-se evit diskenn var an douar ; daoust ha dont a c'helle d'al leac'h-se gant he daouarn goullo ? Nann. Azalek an deveze m'en em ziskouezas e Masabel ar burzoudou divin a zo c'hoarvezet stank ha stank. Benitez epad ar miz-man e vezou kontet d'oc'h unan eus ar burzoudou-ze : evit o c'honta oll e ve red kalz a vizioù Mari.

Evel just ne gomzomp aman nemet eus ar miraklou embannet gant ar buro hanvet e galleg « Bureau des constatations médicales », miraklou ha n'eus eta douetanz ebet da gaout varno. An oll viraklon-ze a zo c'hoarvezet e Lourd pe, da vihana, goude pedennou great da Intron Varia Lourd. Ra zeuo an dra-ze da greski hor fizianz e Mari ! N'eo ket, a dra zur, oll c'halloudek dreizi he-unan, mes he Mah Jezuz a zo oll c'halloudek : daoust ha n'eo ket awalc'h ? Deomp gant fizianz da gaout an Hini a zo bet hanvet ken mat gant Tadou an Ibiz « An Oll-c'halloud o pedi. »

SKOUER

Pareanz an dimezel Juliett Nansey eus Chaumont.

D'ar bloavez 1921, Juliett Nansey he doa tregont vloaz. Dek vloaz araoek Juliett he doa distaolet gwad evit ar vech kenta gant eur c'hlenved en he gouzoug. Diwar neuze kement-se a c'hoarvezas ganti ken alies guech ma teu d'ezi ar paz hag he boezellou a glanvas. Erfin ar glanvourez bacour ne zavo muui diouz he quele diwar viz even 1920 ha medisined Chaumont, die'halloud dirak he c'hlenved, n'o deus fizianz ebet muui d'be farek.

Dinerzet oll, prest da vouga gant ar paz, devet gant em derrien domm ha goeloet gant eur c'houezen yen, Juliett n'ema ket mat

awalc'h he anaoudegez ganti pa zigouez e Lourd d'ar guener 19 a viz eost 1921.

Hep dale, vardo pemp heur eus an abardaez, Julieta Nansey a zo diskennet er pisin, hanter varo, ha kerkent e teu d'ezi he anaoudegez vat : en em zantout a ra pare ! Tenna 'ra hé alañ heb poan ; ar paz a zo kouezet.

Antronoz, er buro, pemp medisin a zo karget d'ober vari o enklask. Red eo d'ezo, da genta, guelet ha klany e oa ar plac'h yaouank gant ar c'hlenvet a lavarer d'ezo a zo kouezet en eun taol. Sellet a reont eta ouz paperou ar glanvourez ha kaout a reont en o souuez testeni ar medisin a veze var he zvo : ar medisin ze, an aotrou Weil, eus Chaumont, a lavar ez eo klany pennou skevent an dimezel Nansey gant ar c'hlenvet hanvet e galleg tuberculoze », ema ganti ar paz, ez eo red d'ezo chom en he guele ken sempl ez eo eat, e tistaol avechou gwad, ez eo dies bras d'ezo debri hag ez eo chomet heb anaoudegez epad an daou viz diveza.

Goude beza sellet ouz ar paperou ar vedisined a zell ouz ar plac'h yaouank ha setu aman ar pez a gavont : « Ar skevent a zo paz ; alanan a ra mat eus an daou du ; n'eus mui na tersien na paz. »

Antronoz, er memes buro, Julieta Nansey a zistro adarre dirak an oll vedisined a oue kavet an deiz-se e Lourd. An oll vedisined-se a ra adarre o enklask an eil goude egile ha setu aman o respont d'ar goulenou great outo.

1^a Daoust ha klany eo bet Julieta Nansey en he skevent ? — Ya.
2^o Ha kaout a rit anez pare ? — Ya.

3^e Daoust hag ar baredigez-se a zo dileet d'an natur ? — N'eo ket.

Evel m'her guelet, n'eus bet kaoz ebet a virakl ; ar ger n'eo ket, denet var o muzellou.

An traou a dremen atao evelse e Lourd. Ar vedisined ne reont nemet diskouez merk burzodus ar pareansou bet dre ar Verc'hez dinam, An-Hiz hag an Hiz hepken a c'hell embann ar mirakl.

Yec'hed Julieta Nansey adkavet hep louzou na medisin a bad atao. Bep bloaz ar plac'h yaouank, bremen kreny ha leun a vuez, a zistro da Lourd evit trugarek'at an Hini en deus roet d'ezo ar yec'hed-se.

Pedomp evit hon Anaon

An Orian. — An Tad JOACHIM, maro d'an 28 a viz Meurz, d'an oad a 67 vloaz, o ren e 50^o bloavez a vuhez manac'h kapusin.

Guipavas. — Mari-Jann COLIN, (*C'hoar Sant Mikael*), maro d'ar 25 a viz C'houevar, goude 3 bloaz profesion.

PEDENNOU GOULENNET

Lennierien kristen, pedit evit :

Hon Tad Santel ar Pab, an Otronez Eskibien, ar veleien, Urz Sant Fransez, ar visionerien, breuriezou Breiz.

Hor skolou kristen, o mistri ha mestrezet.

3 visioner all a Vreiz-Izel e mision Radjpoutana bet dizonjet e miz ebrel :

An Tad Olier, Rene ar Breton, eus Montroulez, esk. Kemper.

An Tad Raoul, Joseph Durand, eus Argentré-du-Plessis, esk. Roazon Ar Breur Ernest, Loeiz Durand,

MISIONOU. — Pedit kalonek evit ar misionou roet gant hon Tadou, ma tougint frouez puilh evit gloar Doue ha silvidigez an eneou :

E Poullaouen (Eskopti Kemper), eus ar 27 a viz Ebrel d'ar 15 a viz Mae, gant an Tadou Barnabe, Fulgence, Tugdual, Yvon.

En *Erge-Vihan*, (Esk. Kemper), eus ar 25 a viz Mae d'an 12 a viz Even, gant ar memez re.

Kristenien eys an Trede-Urz, evit kemant-se holl, lavarit, mar plij, 3 Ave Maria hag ar bedennig : « Hon Tad Sant Fransez, pedit evito. »

Ar c'hlenvet a vir ouz an Otrou Coeaign da gendalc'h gant *Buhet-Sant Erwan*. Pedomp Doue da renta d'ezan heb dale ar yec'hed, evit ma c'hello en em rei adarre d'e labour kaer ha talvoudus.

Taolit evez :

E Niveren Ebrel, en trede pennad eus *Lourd, katekiz beo*, diou linen a zo bet siouaz tremenet.

Lennit :

pajen 79 : linen 17.

« Ar Verc'hez Vari na c'hello diskouiza nemet gouda ar varn ziveza ; re he deus d'ober ganeomp ac'handi evit gallout diskouiza !... » Ar c'homzou-ze a ziskonez madelez Mari evit peplini ac'hanomp, evit an dud a zo bet aroazomp hag evit an dud a deuo var hon leac'h betek fin ar bed....

pajen 80 : linen 6.

Her guelet a reomp en eul lizer skrivet ganti eun neubeut devezion goude d'eur vadoberourez : « Fizianz am eus, emezi, da veza pareet gant ar Verc'hez Vari !



Breiz

KAZETENN SAVET EVIT DIFENN AR FE HAG AR VRO

RENER : E. Ar Moal, koadout, dre Wengamg.

BUREO : 27, Bali Charner, Sant-Brieg koumananchou : 5 skoed ar blâ.

Ar Brezoneg hag ar Feiz.
Azo breur ha c'hoar e Breiz.

Levriou neve e galleg

Librairie T. Tequi, 82, rue Bonaparte, Paris VI^e

R.P. ALEXIS DE BARBEZIEUX, capucin. — Lectures évangéliques pour tous les jours du mois de Marie; in-12, 360 pages. Prix franco : 11 fr.

R.P. FABER. — De la Dévotion au Pape; Plaquette in-12. — Prix franco : 1 fr. 20.

Mgr ROLLAND-GOSSELIN, Coadjuteur de Mgr l'Évêque de Versailles. — Lettres à un Retraitant. In-24. Prix franco, 2 fr. 25.

G.J. CHAMINADE, Fondateur des Marianistes. — Petit Traité de la Connaissance de Marie. — In-32. Prix, franco : 3 fr. 30.

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta

Miz Even 1927

Niverenn 6

Ra vez meudet Jesuz Krist !

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Gouelion ar Miz.....	101
Sakramant an ôter.....	102
Buhez Sami Fransez a Assis.....	106
Sonjif ervat.....	107
Buhez Maze Talbot.....	110
Bleumiou Sant Fransez (Vn P... n).....	110
Kilhok an tour.....	113
Ar plach evurus Michelin a Bezaro.....	114
Sant Anton a Badou hag ar Zakramant an ôter.....	117
Lourd, katekiz heo.....	118

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz



MIZ EVEN

- 1 Mercher.. AN DEN EÜRUS FELIX a NIKOSI, kapusin. — I.P.
AN DEN EÜRUS YAN PELINGOTTO, kovez eus ar Trede-Urz.
2 Yaou Eizvet an Asansion.
3 Gwener .. An DEN EÜRUS ANDRE SPELLO, kovez eus ar Chenta Urz. — I.P.
4 Sadorn ... Vifil ar Pantekost.
AN DEN EÜRUS PASIFIK, kovez eus ar Chenta Urz.

- 5 Sul SUL AR PANTEKOST. — A.J.
6 Lun Lun ar Pantekost.
7 Meurz Meurz ar Pantekost.
8 Mercher.. Pevar amzer (*Daouzek deiziou*). Ofis ar Pantekost.
9 Yaou Ofis ar Pantekost.
10 Gwener ... Pevar amzer (*Daouzek deiziou*). Ofis ar Pantekost.
11 Sadorn ... Pevar amzer (*Daouzek deiziou*). Ofis ar Pantekost.
AR PLACH'EÜRUS YOLAND, eus an Eil Urz.

- 12 Sul SUL AN DREINDED. — A.J. — I.P.
13 Lun AN DEN EÜRUS GUI, kovez eus ar Chenta Urz.
S. ANTON a BAIOU, kovez eus ar Chenta Urz.
14 Meurz S. BAZIL, Eskob, kovez ha Doktor.
15 Merch'er . S. Vit, Modest ha Kresans, merzerien.
16 Yaou GOUEL BRAS AR ZAKRAMANT. — A.J. — I.P.
17 Gwener ... Ofis ar Zakramant.
18 Sadorn ... Ofis ar Zakramant.

- 19 Sul Ar Zul a eizvet ar Zakramant.
AN PLACH'EÜRUS MIKELINA, intanvez eus an Trede-Urz.
20 Lun Eizvet de goudé gouel S. Anton. — I.P. — Ofis ar Zakramant.
21 Meurz Ofis ar Zakramant.
22 Merch'er .. Ofis ar Zakramant.
23 Yaou Eizvet ar Zakramant.
24 Gwener ... S. YAN BADEZOUR. — I.P.
25 Sadorn ... GOUEL AR GALON ZAKR. — A.J. — I.P.

- 26 Sul Trede Sul goude ar Pantekost.
27 Luñ AN DEN EÜRUS DENVENU a EUGUBIO, kovez eus ar Chenta Urz.
28 Meurz S. Irene, Eskob ha Merzer.
29 Merch'er .. S. PER ha S. POL, ebrestel. — A.J. — I.P.
AN DEN EÜRUS RAYMOND LULLI, merzer eus ar Chenta Urz.
30 Yaou S. Pol, apostol.

— * —



Sakramant an ôter

Kantik troet diwar « O l'auguste Sacrement ! » har var ar memez ton

DISKAN

Meuleudi da Jezus,
Kuzet 'n e Zakramant burtudus !

1

O ar Zakramant kaera !
'Lec'h eo Doue hor bara !
Jezus-Krist a zo ennan :
Var e gomz, kredi a ran.

6

Chom a ra 'bars ar spesou,
'Giz ma chom ar sperejou :
N'eller ket e lodenna,
Rak dre holl 'n e bez ema.

2

Selaouit ar gourc'hemen
Grêt gantan, vit peb kristen :
« Gant ya C'horf ha gant va Goad,
Magit oc'h eoe ervad. »

7

Hor speret zo re denval,
Evit kompreñ kement all ;
Met p'en deus Doue komzet,
Diskredi 'vrije pec'het.

3

Ar beleg, d'ar Gorreou,
N'eur lavaret e gomzou,
E lak, e peb oferen,
Var an ôter da zisken.

8

Neb a zigemer Jezus,
'N eur galon louz ha flerius,
A zo fall evel Judas,
Hag a vo barnet ken goas.

4

Hep dont kuit eus an Nenvou,
'N em gay var an ôteriou
Hag e chom bepred en hon touez,
Staget dre ar garantez.

9

Neb e zigemer ervad,
A zo dudius e stad ;
Jezus-Krist o'chom ennan
Ne ra 'met unan gantan.

5

N'eus mui na gwin na bara,
N'eus nemet Jezus ama :
E Gorf hag e Voald divin,
Lec'h ar bara, 'lec'h ar gwin.

10

O Jezus, Den ha Doue,
Ni oc'h ador 'bars an Nee,
Ni oc'h ador, er C'halvar,
Hag 'n ho Sakramant dispar.

SEE

KENTEL 2. — Guededigez Jesus stag ouz ar groas.
Gouela a ra var ar Bassion.

Epad ar miz retred a reas ar zant yaouank e Grott Soubase, e pleustras guirionezou brasa ar religion gristen, mes ar guel euz Hor Salver stag ouz ar groas a duele aliesa var he spered. Guir eo, sonjal a rea e Jesus ganet e kraou Bethleem, sonjal a rea e Mab Doue o prezeg he Aviel, mes Jesus o savetei an dud dre he Bassion hag he varo var ar Groaz a denerreia ar muia kalon Fransez. Jesus, hor Zalver ! Nak a zaour a gave er ger-ze !

Eun dervez ma sante be galon o tomma muioc'h mui gant ar zonj euz Mab Doue staget ouz ar Groaz evel eun torfetour, Hor Zalver he unan en em ziskouezas d'ezhan, evel ma oa en he Bassion. Ar zant a zellas gant karantez ha teneredigez ouz biazach Mab Doue, glacharous dre nerz ar boan ha seder evelato, hag ar gueil-ze a voulas ken doum en he spered ar zonj euz Passion Jesus, ma ne chellas mui, diwar neuze, sonjal enni heb skull daelou.

Avechou zoken, ar sonj-ze a rea d'ezhan diroll da lerva, pa veze var vale. Kavet e veze, var dro ar Porsionkul, o tifrounkha hag o klemm. « Pe seurt poan o peus ? » a c'houleinhas diganthan eun den karantezus — « Gouela a ran, emezhan, var Bassion va Zalver Jesus, ha red e veze mont d'he gouela dre ar bed oll. » Ar zant o oa ker glac'haret, ma-reas d'an den all skull daelou eveluhan.

Ar zant ne zougas nemet epad an daou vloaz diyeza euz he huez, Pemp Gouli Hor Zalver merket en he gorf, mes ar Gouliou-ze a zo bet merket en he ene, diwar an dervez ma velas Jesus stag ouz ar groaz. Entent a reas, en dervez-se, ar virionez kaer-man : Jesus en he Basion e zo skouer ar guir gristen. An neb piou benag en deus c'hoant bez a parfet a die heuill hor Zalver o pignat var menez Kalvar, ha dougen he Groaz var he lerc'h, heb klemm, ha pa ve kavet pouunner bras da zougen.

KENTEL 3. — He garantez dispar evit ar paour, hag evit an ilizou.
Ar Zant a zo da Zoue.

Dre ma tistag kalon eun den diouz madou ar bed, evit en em rei da Zoue, he blijadur, sklear eo, a zo ober vad d'ar paour, abalamour m'eo mignoun ar paour d'an Aotrou Doue.

An den yaouank na rea mui ar marc'hadour, mes rei a ouie an archant gounezet gant an tad, ha ma oa mad da ober aluzen betek neuze, diwar an dervez ma velas Jesus stag ouz ar Groaz, e oue guelloc'h c'hoaz. Rei a rea peb tra d'ar beorien : are'hant, bevans bag he zillad memez; paour ebet n'ez ea diouthan heb bez a rerevet he c'houlen.

Mar boar mad da zikour an oll beorien, red eo anzay e sikoure ar veleien gant muioc'h a blijadur eget an dud all. « Int-hi eo, eme an den santel, a ra da gorf ha da c'hood Hor Zalver diskenn var an aoter », ha Fransez en doa neuze dija, eun devosion vrás evit Jesus-Christ e sakramant he garantez. Rei a rea eta kalz d'an ilizou paour, d'ar chapeliou dilezet, ha d'an aoteriou diskempen e gavet er chapeliou-ze. Are'hant en doa etre he zaouarn, mes disign a rea kalz, en henvelep doare ma oue lezhanvet Tad ar beorien.



Buez Sant Fransez a Assis

EIL PENNAD

FRANZEZ EN EM RO DA ZOUE

(1205-1207)

KENTEL 1. — E Grott Soubase : Peoc'h en trubuillou.
He denzor. — Eur vaouez kroumet.

Ar sonjezonou mad a c'houlen amzer evit mont doum e spered eun den. En eur retret, pa ves an ene he unan gant Doue eo eas entent mad guirionezou ar zilvidigez. Klevet a ra freaz mouez an Aotrou Doue. Fransez evit en em rei oll da Zoue, a glaskas da genta ar peoc'h en eur roch' kleuz euz menez Soubase, e kichenik Assis. Choum a reas eno epad eur miz.

Baoulinet humbl dirak he Grouer, Fransez a c'houlenne gant daelou pardouen evit bloaveziou he yaouankiz, roet d'ar blijadur ha d'an ebatou, e leac'h bez a bet da Zoue. Pedi a rea Doue, er menez amzer, da verka d'ezhan an hent a die heuill evit goumit ar baradoz.

Euz an oll vignouned en doa, en amzer follenteiziou he yaouankiz, unan hebken en doa dalc'het mad d'ezhan, setu ma lavare Fransez d'ar mignoun-ze : « Kavet-en eus eun tenzor ! Kavet en eus eun tenzor ! » O veze ma pede kalz, ma yune, an den yaouank a oa livet fall ha distrounket oll, setu ma sonje ar mignoun : « Fransez a zifenn ouzin mont ar Grott ganthan, skuis eo o kleuz e diabar ar Grott evit klask he denzor », mes an tenzor en doa kavet ar zant a oa rouantelez Doue. Ar sonj-se a rea da ene Fransez neun en eur mor a beoc'h : kavet en doa Doue. Evelato sonjal a rea : « Penaoz e rin evit miret an tenzor-ze ? »

An elez mad a gennzer an den yaouank, mes an drouk elez o doa ive dispennet he rondou, hag a glaske druilla ha dalla he spered, evit ober d'ezhan mont var he giz. Ober a reant d'ezhan sonjal alies en ebatou, hag e c'houlenement diganthan, e goueed hag goustians : « Daoust ha trei a ri kein d'an oll draou mad-se ? »

Fransez a anayeze, e kear Assis, eur vaouez koz hag a oa kroumet, kosteziet, torret he c'horf, eun druez he guelet. Hogen an diaoul a lavare da Fransez : « Dizale, te a vez henvel ouz houmnez, ken diaval ha ken dizoare hag hi. » An den yaouank, roue ar baotred vat euz Assis betek an amzer-ze, a veze nec'het alies, mes neuze e pede startoc'h, hag e kleve mouez an Aotrou Doue en he greiz : « Me a zo da zilvidigez. »

Pa ne veze ket he dad er gear, an den yaouank a veze brokousc'h c'hoaz. Eun dervez ma ne oat var c'het euz den dianveaz, Fransez en doa karget an daol a vara, a gig, hag a galz meuzou, setu ma c'houlennas he vam souezet, diganthan : « Evit piou e peus prenet kement-se a draou ? — Mam, emezhan, gant eur mouzc'hoarz dudius, evit peerien an Aotrou Doue eo, rak bez emaint oll em c'halon. » E leac'h klem ha skandalat, Pika a vouz'hoarzas d'he mab : plijadur a rea d'ezhi.

Evelato, ma oa an den yaouank laouen o rei, kement-se ne oa ket aoualc'h evithan, c'hoant en doa beza oll da Zoue. Hogen, an neb piou benag a ro he zanvez da Zoue, he n'en em ro ket he unan, a zalc'h ganthan ar peb guella, n'eo ket da Zoue penn da benn.

KENTEL 4. — Fransez, paour e Rom. Goulen a ra an aluzen.

En despet d'ar c'hoant en devoa da veva e paour guirion, en den yaouank na gredas ket ober ar paour dioc'htu en Assis, re a vez en defe bet, dirak he vignouned kenta. Eun den n'ez a ket da zant bras en eun dervez.

Evit deskri en em drechi, ober fae var ar *respet humen*, Fransez a reas he sonj da vont da genta a bell, d'eul leac'h ha ne vije ket anavezet. Setu ma lavaras : « Mont a rin da Rom, da bardouma var bez an ebestel sant Per ha sant Paol. »

Lavaret a reas he sonj d'he dud, hag er re-man a roas d'ezhan guennien da herzel ouz mizou ar veach. Pa zigouezas e Rom, an den yaouank a yeas buan da stoui betek ar pave en iliz sant-Per, hag a jounmas pelle eno, he spered kollet er beden. Iliz gaer sant Per ne oa ket peur-zavet c'hoaz, hag ar bardoumerien a roe guen-neien evit paea an artizaned.

Pa zavas divar ar pave, Fransez a oue rannet he galon o velet pegen dister e oa ar profou roet gant an dud. « Penaoz, emez-han, eo deut ar gristenien da gaout ken nebeud a feiz ? Relegou an abostol bras sant Per, an hini a zo bet lakeat gant Hor Zalver e penn an ebestel a zo ama, en iliz-man, hag an dud a ro ken nebeud a dra evit he c'haerat ! Eur vez eo, e guirionez. » En he garantez hag e respect evit prins an ebestel, Fransez a gemeras eur vozad arc'hant, hag he strinkas dioc'htu var bez an abostol sanctel.

Pa z eas er meaz euz an iliz, an den yaouank a velas eno eur maread peorien o c'houlen an aluzen. Troka a reas dioc'htu he zillad deread oc'h dillad ar paour falla guisket a oa eno, hag ez eas da c'houde, e mesk ar re all, o c'houlen an aluzen eveldho. Choum a reas eno betek ar pardaez noz, o c'houlen e galleg, eun draig benag, en han' Doue, digant an dud vad a dueu d'an iliz da bardouma. Dioc'h ar pardaez, e tebras gant ar beorien all.

Peger kaer eo ar skouer a ro d'eomp ar zant en dervez-se ! Ne rea ket c'hoaz fae aoualc'h var ar bed evit disprijout he lavarou, c'hoant en doa beva er baourenteze, hag en dia evel mez oc'h en em lakat paour e kear Assis, setu neuze ez a pell. Dre eno, e c'hounit ar c'hras da veza sikouret gant an Aotrou Doue, hag e reseou grasou krenv aoualc'h evit gellout beva er baourenteze guirion, en he vro, koulz ha leac'h all.



KENTEL 5. — Christ iliz sant-Damien a gomz da vorzud : Rapar va zi. Guerza a ra sez evit kaout arc'hant.

Gouda beza kemeret en dro, digant paour Rom, he zillad pardoumer, Fransez a zistroas d'ar gear. En em roet e oa da Zoue, mes c'hoant en doa anaout an doare guella d'he zervicha ervad, hag evit-se, e pede birvidik hag alies.

Eun dervez ma oa eat er meaz euz kear Assis, e kavas var he hent eun iliz paour ha dirapar lakeat en hano sant Damian, hag ez eaz enni. Eno, daoulinet dirak taolen Jesus-Christ stag ouz ar groaz, en den yaouank a reas ar beden gaer-man, en deus aslavaret allies da c'houde : « Aotrou Doue leun a c'hoar, ha c'houi, Salver Jesus, me ho ped d'am sklerijenna ha da rei d'in eur feiz krenv, eun esperans stard, hag eur garantez birvidik. Grit d'in, Aotrou Doue hoc'h anaout ker mad, ma rin peb tra hervez ho skleijken hag bo polontez sanctel. »

Dre ma pede, daoulagad ar zant a bare gant teneredigez var imach Hor Zalver, ha setu ar Christ o kemeret buez, hag o lavarat d'ezhan ar c'homzou-man : « Ke, Fransez, ha rapar va zi a zo o kouez a en he boull. » Ar vouez a roas an urz-se teir guech, hag an den yaouank, gouda beza respountet : « A galon vad, Aotrou ! » a joun eno dilavar, evel soumet : Doue eo en doa komzet d'ezhan !

Divezatoc'h Hor Zalver a sklerijennas he vignoun var ar c'homzou-ze. Doue ne c'houlenne ket diganthan kempen mein eun iliz, mes miret ouz ar gristenien da joun re droet gant ar bed, evel ma oant neuze : Ober d'ezho karet muioch'l ar baourenteze. En dervez-se,

an den yaouank a zonjas en eun dra hebken : « Red eo d'in sourial ouz iliz saint-Damian, setu ma reas sin ar groaz, evit redet buan da gaout beleg an iliz : « Aotrou, eume Fransez o rei eun arc'hant bras d'ar beleg, setu aze peadra da brenna eol evit kaout ataoeur sklerien var elum dirak imach ar C'Hrist a zo aze. »

Fransez a zistroas da c'houde d'ar gear, a zastumas eun nebeud dillad sez a briz, a zavas var gein eul loen, hag a redas da Foligno d'ho guerza, marc'hag all. Kas a reas dioc'hlu arc'hant he verzada velez Sant-Damian, e veze great anezhan am aotrou Per.

Gant aon rak tad Franze, ar belec ne gredas ket resao an arc'hant, an den yaouank hen lakeas neuze var rizen eur prenestr euz, an iliz, pa'z eo guir n'her c'hemeret ket diganthan, hag a joumas da veva eun nebeud derveziou gant ar belec-se. Mont a rea epad ar peb brasa euz he amzer da bedi en eur grott, e kichen an iliz; rak eno, pell diouz trouz ar bed, e o kleve feasoc'h mouez an Aotrou Doue o komz outhan.

Nak hen a zisprije brenan an danyez ! Ne zelle ket muioch'ouz an arc'hant eget ouz pri he vontou. Y. M.

Sonjit ervat

Pempet eurusted an Aviel

1.— Sonjiti pegen laouen eo d'emp klevet hor Zalver o lavaret : « Eurus an den trugarezuz, rag kaout a rei trugaréz ». Kement gwir levenez a c'hell an den da danva er bed-ma pe er bed all, kement gras a c'hell da gaout war an douar, kement eurustum a c'hell kaout er baradoz, holl int donezenou eus a vadelez Doue.

Grit ur zell ous ho sempladurez hag e veloc'h raktal pegen bras
ezom ha peus eus a vadelez Doue. Na c'hellit netra hep sikour
madelez Doue. Klaskit eta an tu da denna warnoc'h ar vadelez-ze.

II. — Sonjít mat : Doue a lavar ne vezó madelezuz nemet e kenver an dud a vezó bet madelezuz e kenver o nesa. Petre os bezá madelezuz ! Kaout eur galon tener e kenver an nesa, bezá prest da rei dezan sikour en e oll ezommou kent evit ar c'horf ken evit an ene, ha kement-ze dre garantez evit Doue, er gwel a Zoué. C'hoant ho peus e teufe Doue war hio sikour ? Sikourit o nesa ha Doue ho sikouro. Doue a rei evidoc'h ar pez o pezo great evit ar eall.

III. — Sonjít pegen bras fizianz da veza sikouret gant Doue a c'hell da gaout an dud à zo madelezuz. An bud-ze lakât a reoint Doue en o gle, rag Doue a lavar e sell elev great evitan kement a reomp evit hon nesa, ha Doue, morsé, na lez e c'hle da baea-

E peb den war an douar gweilit hor Zalver e-unan, hag e vezoeaz d'eo'ch' beza mat en e genver. Meulit madelez ha trugarez Jezuz ! Daoust n'ema ket en hor galloud paëa da Zoue an holl vadelez hen deus bet evidomp, Doue evit an neubeuta tra a reomp evit hon nesa, a zo anaoudieg d'omp. Ma sonjitet ervat en eur vadelez ken bras, ken dispar, eaz e vezoeaz d'eo'ch' karet Doue hag ho nesa, beza madelezuz en o c'henver. G. S.

Buhez Maze Talbot

Simiad (douger-sammou)

III PENNAD

E. bedenpohl

N'eo ket aes diskouez penn da benn e zoare da bedi ha da zervicha Dode. Adalek div eur eus ar mintin betek pemp eur hanter pe vardo, e pede en e gambr, ha diouz an noz adalek c'houech eur hanter betek ma z'ae da gousket, betak dek eur hanter pe unek eur.

Ar zul a veze eun dervez implijet mat. Chom a rae en iliz adalek pemp eur hanter betek bennoz ar Zakramant a veze roet goude an oferenn ziveza da eun eur hanter goude kreisteiz.

Hervez ar gouel, e tremene, mintinvez ar zul pe e iliz an Tadou Jezuisted, e Gardiner Street; pe e iliz an Dominikaned, Dominick Street, pe c'hoaz e iliz an Tadou karmez, Klarendon Street. Ne zigore levr ebet en iliz; a galon eo e pede, pe c'hoaz marteze e lavare ar pedennou a anaveze. D'ar pardaez, ez ae da vodadeg e Vreuriez, e Gardiner Street (1).

Goude Hor Zalver, Talbot a gare hag un enore meurbet ar Verc'hiez Vari, Mamm Doue. Bemdez e lavare d'he enori : ofiz bihan ar Verc'hiez, penzek dizenez ar Rozera, chapeoed Itron Varia ar seiz glac'hac hag hini Itron Varia, konsevet hep pec'ched.

E bedennou all bemdez a oa c'hoaz chapeled ar Spered Santel, chapeled Sant Mikael, chapeled ar Galon Zakr hag himi an eneoueus ar Purkator. (2)

Bemdez, dioc'h an noz, e lavare c'hoaz eun niver bras a Litanou a gave en e leorion a zevosion, ha kalz pedennou all hervez amzer ar bloaz.

E Trede-Urz Sant Fransez edo. Bep gwech m'en em vode e genvreudeur, e veze en o zouez, e iliz Leaned Saint Fransez, kae ar Varc'hadourien. Ar c'hiz a zo gant kenvreudeur an Trede-Urz, p'en em vodont bep Miz, da lenn hancioù ar genvreudeur maro, ha gvit evit pep hini ar re a jom beo a lavar eur chapeled. Talbot a lavare e japec'd ar arok kuitai an iliz. Ouspenn, e lavare bennet ar pedennou merket gand ar reolenn. (3).

(1) Ar Vreuriez a zo eur vodadeg tud evid enori ar Ver'hez ha kreski er zanteille. Savet d'ar c'houezkvet kantved, ar Breuriez a zo cheaz anezo e meur a vro hag a gendale' d'ober vad dan dud.

(2) Ar chapeleodou a zo hanvet evelse o vezza ma lavaret var greun ar chapele eur bedenn verr. Evelsoe chapeled ar Galon Zakr a vez lavaret gand ar chapele ordinal : var hep greunen vihan, e lach Ave Maria, e lavaret : « Kalon douz a Jezus, bezit va c'harantez, hanvar ar jadenn e vez lavaret. » Jezus, douz hag izel s galon, grit va chalon henvet ouz hoch hini. « Var ar greun bras e vez lavaret : » Kalon douz a Vari, bezit va zilvidizez. « Er penn kenta bag er fin, e vez lavaret ar bedenn : *Anima Christi*.

(3) Ar pedennouze, abaoe m'eo bet reizet u-nevez reoleun an Trede-Urz gand ar Pab Leon XIII, e zo : 12 Pater, Ave, Gloria, eur vech bemdez. Gwechall o doa da lavaret ofiz bihan ar Ver'hez, hag a re ouient ket lenn, a veze merket d'ezo pet gwech lavaret Pater, Ave, Credo.

Talbot en em brepares d'an holl goueliou dre eun naved. En e leoriou e kaver a-man hag a-hont : notennou da verka peur ober an naved. An naved da zant Mikael a zo d'an 21 a viz gwenngolo, an naved d'an Ael gardian a zo d'ar 24.

Derc'hent gwener kenta ar miz e rae ato an eur zantel. (1)

Ato e veze gouennet pedennou digantan, ha ne lavare morsenne.

Hag e bedennou a veze selaouet gant Doue, evel ma welomp dre al liziri a veze skrivet d'e drugarekaat.

Unan bennak a c'houlenne eun deiz digantan ha bet en doa, eun dro bennak, kemennadurez var eun eus an Neny, hag e responsas : « Eur vech hepken ». Ha setu aman penaos.

Eun den eus e anaoudegez, en doa dilezet e zeveriou a gristen, a varvas hep sakramanchou, Talbot a voe dihunet e kreiz an noz gand eur voneuz a lavare dezan pedi d'an eur-ze. Hag e sentas. Antronez e klevas oa maro an den-ze en noz, d'an eur m'oaa bet dihunet.

Eun all a lavar ez eus deuet, dre e bedennou, kalz grasou evid an douar-man. Setu aman eun nebent a c'heller da gonta.

Eun afer a-bouez ne c'helle ket beza renket, kaer o doa en ded. Neuze e voe gouennet digant Talbot sikour e bedennou : kerkeut an traou a droas brao, hag e nebeutoc'h eget pemzek dervez an afer a voe reizet eus ar gwella.

Eur mignon all, en doa eun tamm tabut gand e famill, a c'houlennas ive pedennou Talbot; eur pennad goude oa renket an traou, deuet ar peo'ch.

Eun distro da Zoue hag a reas kalz trouz a voe distro eur micherour n'oa ket bet abaoe tregont vloaz o tostaet ouz ar zakramanchou. Talbot hag hen, en em gavet eun deiz an eil gand égile, a gomzas divarbenn ar Vreuriez eneb ar vesventi. Ar micherour a lavare, lorc'l enman, en doa lezetz a gosbez pep boesoun abaoe meur a vloaz. « Hag hoc'h ene ? », ia c'houlennas Talbot raktal, a pe stad em'an ? » Egile a rankas anzav n'oa ket tostaet ouz ar zakramanchou ha n'en doa klevet oferenn ebet abaoe tregont vloaz. Talbot a ziskouezas d'ezan e peseurt riskl bras edo hag a reas ker brao m'hel lakeas da vont gantan antronoz da skolach ar Groaz-Santel, e Klonliffe, hag eno ar micherour a goveseas e bec'héjou d'an aotrou Keane. Da c'houdre, hentchet ato gant Talbot, ez eas da iliz Sant Fransez Xavier (*Gardiner Street*) da lakat e hano e Breuriez ar Galon Zakr, hag e teus da veza unan eus ar re wella er Vreuriez. Bep tro ma wele Talbot divezatoc'h, e lavare d'ezan e anaoudegez vat.

Ar micherour-ze a voe lazet dre zarvoud e kreiz labourat.

IV PENNAD

Al leoriou a lenne.

Talbot a lenne leoriou santel diouz an noz epad hir amzer. Lenn mat a rae. Envor vat en doa ive, hag e falz'he koun eus kement

(1) An devosion-ze, desket gand Hor Zaver e-unan da zantez Macharit Mari, a rae d'ezan tremen eun eur o pedi, etre unek eur hag hanter-noz pa c'helle, etre ar yaou hag ar gwener kenta, unanet gand Hor Zaver o pedi e liorzh Gethsemani.

en doa lennet e buhez ar zent; gouzout a rae peur oant ganet, peur oant maro, peur oant bet lakeet var roll ar zent.

O sellat ouz e armelad leoriou, dalc'homp sonj n'en doa an den-ze nemet eun nebeudig deskadurez; a vech ma oueze lenn ha skriva pa ehanas da vont d'ar skol.

* Anaout a rae e-unan oa dizesk, ha ne groge mörse en eul leor hep pedi ar Spered-Santel. Gouenn a rae digantan sklerijenn hag ar c'hras da gomprent ha da denna e vad eus ar pez m'edo o vont da lenn.

E leoriou miret en eur voestl vihan a gomz holl, koulz lavaret, eus buhez an ene. O sellat piz outo, e c'hellomp gwelet e ene o sevel eus pazenn genta ar zantelez beteg ar stad kaer a unaniez gant Done.

Ato en doa karet studia buhez ar Zent. Onspenn leor bras buhez ar Zent gant Butler (triouec'hvet kantved), en doa c'hoaz, e leoriou bihan, buhez ar re a zo bet nevez lakeet var roll ar Zent.

Evid ar zent nevez en doa kalz leoriou moulet gant ar « Catholic Truth Society », Kannad ar Galon Zakr en Irland.

Bez en doa leoriou Newman ive; met lavaret a c'heller en doa dreist pep tra leoriou da zesk karet Hor Zaver hag ar Vere'hez.

Divarbenn Hor Zaver en doa : *Invitation au Galon Zakr*, gand an Tad Arnold, Jeziust; *Poaniou H.Z.K.*, gand an Tad Thomas a Jesus, Jeziust (leor skrivet e vez ar Portugal ha troet e galleg gand an Tad Alleaume, Jeziust); *Jesus*, gand an Tad Sertillanges, Dominikan; *Pep tra evit Jesus*, gand an Tad Faber. Oratorian.

Daou eus e leoriou a ziskouez d'emp pegement e kare ar Ver'hez : *Istor an devosion wirion evid ar Vere'hez Vari*, gand an den eurus Grigon a Vontfort, ha pennadou eus Kear Doue, tennet eus skridou ar plac'h santel Mari a Agreda. Al leor-ze a gare meurbet; n'her preste da zen, hen hag a roa pe a breste gant plijadur e leoriou all.

Bez en doa c'hoaz leor Sant Fransez a Zal : *an Hent d'ar mhes devot; prezegennou* an Tad Faber; *skridou santel Louis de Blois; Leor-dontr an eneou devot*, gand an Tad Grou Jeziust; *skiant an ene*, gant-Pagani.

Epad ma selle ouz al leoriou, e voe diskonezet d'an hini en deus skrivet buhez Talbot nevar leorig a zerviezh bemdez. Er re-ze eo e kave ar pedennou a gare lavaret, hag oant koz, duet, teuzet, goenvet, stardet gant lasou. Ar goloiou kenta a oa bet nevezet,

Ar pajennou distaget a ziskouezoant bet troet ha distrect meur a vech epad meur a vloaz. Leun oant ive, al leoriou-ze, a skeudenou hag a follennou. Varno Talbot en doa skrivet meur a dra kavet kaer gantan p'edo o lenn, evel :

« Hor Zaver en em ziskouezas eun deiz da zantez Gertrud.drouk-livet, skuiz, goleet a c'hwdag hag a fank, hag e lavaras d'ez ; » Va merc'h, digorit d'in ho kalon, ma z'in enni da ziskuza. Rak fazez oun gand an dervezioù-man a fallagriez. »

« Gwerc'h-hez santel tri dra a c'houlennan diganeoc'h : gras Doue, bezans Doue, bennoz Doue ».

Karet a rae e leoriou. Heb ehan e komze anezo. Rak enno eo e kave skiant ar zent.



Bleuniou Sant Fransez

V^{er}e Pennad

Sant Fransez na veve
Nemet 'vit gloar Doue;
Da Vologn, eun devez

E kas e vreur Bernez,
D'ezan 'vel kefridi
Sevel eur māmati.

En E furnez dispar, Doue en doa galvet
Fransez hag e vreudeur, hag ervat dibabet,
Evit mont da embann kroaz Jezus Hon Salver,
E-kreiz eur bed digar ha dianaoudek kaer,
Benveg ebet gante, nemet o c'harante,
Skoueriou, oberou mat ha komzou leun a fe.
Dre holl hag e peb lec'h, kerkouls, e pep digoue,
E vije 'vid an dud, o gwelont, eun drue;
O chorf paour kastizet gant ker bras pinijenn,
Eus Jezus 'n e boaniou, e oant ar gwir skeudenn.
Laoen 'n o faourente, e oa kals well gante,
Gant ma chomje bepred 'n o c'halon gras Doue,
Plegan o chong d'ar vez, d'an holl dismegansou,
Kentoc'h evit bezan karget a enorion,
Ha kavout meuleudi a-vern digant ar bed,
Evel ma c'hoarveze gant ar fals-profeted.
Ken santel 'oant zoken, ma rae vad d'o c'halon,
Gouzany a-berz an dud, elec'h kaout re a dōn.
Mont e rent da vale, dinoc'h, a-dreuz, a-hed,
Evel estranjourien, evel pirc'hirined,

Paouroc'h eget paouran, ha netra ken gante,
Netra, nemet ar Groaz, kroaz ar Salver Doue.
En o c'hreiz e verve gwad ar gwir winienn,
Ha diwarnan, dre holl, e save gwad kristen,
Eur gwad a entane, e-kreiz an ineoù,
Fe, Fizianz, Karante e Jezus Hon Aotrou.

A-vec'h ma oa de Urz, bezan gantan savet,
Ma kasas, Sant Fransez, e vreur 'muan karet,
Bernez, da gér Bologn, d'ober eur gefridi,
A douge frouez dispar 'vit gloar ha meuleudi
Eun Doue bet ken māt e-kenver e vignon,
Ma skede war e dal, vertuziou e galon.
War ger Fransez e dad, Bernez neuze 'lakas,
Gant gwir sentidigez, 'n e gerc'henn, sin ar Groaz,
Ha dioustu, laouen bras, kuit da droidellat,
E-trezek kér Bologn, hen mont da labourat.
Pan arruas eno, e zilhad e druiliou,
Ha Yann gremm da redek, gant prez, war e zeuliou,
D'ober gantan al lu, 'vel e-kerz Marlarje;
Ar paourkéz den, da zod, 'oa kemeret gante,
Met Bernez na rae van; ze 'oa nebeut a dra;
Evit Jezus e yestr, hen c'houzanyas gant joa.
Kaeroc'h, 'vit ma vije graet mui a oab outan,
E yeas, ar manac'h war blas-kér d'azezan.
Ha setu eur bohl tud, 'vel eur bagad brini,
O tont en-dro d'ezan, a bep korn, a bep ti.
Sachan 'rer, didrue, war e goz pichourell (1).
Ar poultr, a voziadou, 'goue warnan hep herzel.
'Vel grizilh, er goany, 'koue ar vein warnezan;
A-daoliou dorn zoken, mont 'raefer c'hoaz d'ezan.
E kreiz e drubuilhou, Bernez na ranne gér;
E galon a chome bepred dous ha tener.
'Vel eun oan da douzan, rae ket eur finvadenn.
Ha dindan an taoliou, e seblante laouen.
Kouls all, lec'h pellat ha kemerout an tec'h,
Meur a devez dioustu, e teuas war al lec'h;
Ha war eur skabell-vaen, pell amzer azezet,
E c'hortoze dispont, bezan sköt, goapaet.
Evit bezan habask (2) eo red kaout perfetiz,
An neb hen goar bezan, a zo santel iskiz.
O welout ar paourkaez, dalc'hmat dindan ar bee'h,
Ar joa 'n e zaoulagad, hag e spered dinoc'h,
Eun doktor a lezenn, sebez a vennas,
E renke, ar manac'h, bezan, sur, eur zant bras.
Hen kerkent da dostat : « Pion hoc'houi ? emezan,
« Ha petra, ma Doue, deuit d'ober aman ? » —
Bernez, kuit da respont, a furchas 'n e vruched;
« Sed aman d'ec'h, Aotrou, mar keret, hen lennfet. » —

(1) Pichourell : capuchon.

(2) Habask : patient.

Heman pouezet gantan, reolenn Sant Fransez,
 A c'hourc'henn d'an den ken dispar santelez :
 « Red eo d'in, hen anzav, 'mezan, d'e genseurte,
 « Biskoaz, nann, 'mem buhe, biskoaz n'en eus gwelet,
 « Eur reolenn ker kaer, ken reiz ha ken santel,
 « Evid hon ren, war-eun, d'an Nenv a-denn-askell.
 « Ar re o deus graet droug, kement, d'ar paourkaez-man,
 « A zo, dirak Doue, gwall gablus, a gredan.
 « Ha breman, ma den mât, emezan, da Vernez :
 « Mar fell d'ech er gêr-man dont d'ober hoc'h anneze, (1)
 « 'N eur sevel eur gouent 'lec'h ma c'hellfet, aezet,
 « Kuit da vezan, 'velhen, taolet ha distaolet,
 « Kanan gloar, meuleudi, ha jerviji Doue,
 « A galon vât, dioustu, 'vit selvez ma ine,
 « Me a rey d'ec'h skoazell ha dorn, eus ma gwellan,
 « Da c'hallout kaout lojeiz, a-zoare, d'ec'h aman. » —
 — « Doktor, eme bernez, Jezus 'n deus, a gredan
 « Lakaet ar menoz-ze 'n ho spered da diwan.
 « Mât eo d'in ho kinnig; d'ec'h, Aotrou, trugare,
 « Gras d'ec'h, Jezus aman 'vo enoret bemde. » —
 An doktor, stad ennan, 'gasas Bernez d'e di;
 Biskoaz, nann, n'en doa bet kement all a dudi .

Ha pa oa den d'e c'hér, abred e pourvezas
 Da Vernez e lojeiz, ha brao hen kempennas.
 Adaleg an de se, e fellas d'an doktor,
 Ken trôet d'ober vad, en dije an enor
 Da vezan kemeret, 'vel tad ha difenner,
 Gant Bernez da gentan ha gant e vreudeur ker.
 Hag ar sant e vije klevet gant e gomzou
 Eur c'houez ken burzodus ha gant sent an Nenvou,
 Ma teue ar gêriz d'ober enor d'ezan,
 Hag en o zouez ar re a skôe mein gantan.
 Na pegen evurus ne vije ket an holl
 O steki e burell (2) an hini 'oa ar foll !
 Netra 'met hen gwelout o treuzi ruiou kér,
 'Tride ar c'halonou a garante dener.
 Met Bernez a Asiz 'oa eun den ken santel,
 Ken striz evid heulian Lezenn an Aviel,
 O klask kerzout hepred, gant kement a evez
 Tostoc'h tost da Jezus ha d'e dad Sant Fransez
 Ma feuas da grenan rag enorion stipet,
 Ha meuleudi ar bed, gant Done milliget.
 Gant aon da goll eta peuc'h santel e ine
 Ha da dremen, eun de, hep gonit al lori,
 E kemeras an tec'h e tizoas d'ar gêr.
 Ha da Fransez, dichek, e laras berr-ha-berr :
 « E kér Bologn, ma zad, eur gouent 'm eus savet;
 « D'he derc'hell en he-zav, kenvreudeur di kaset.

(1) Ober an anneze : demeurer.

(2) Burell : robe de bure.

« Rak n'en eus ket fizianz d'ober ar vad eno;
 « Gwasoc'h, da 'n em goll, evidon riskl a zo,
 « Dre forz kaout meuleudi digant an dud, bemde,
 « Ha bezan enoret, enoret dreist gante. » —
 O klevout disklerian ar pez 'oa tremen,
 Ha, dre dorn Breur Bernez, eul labour ker kaer graet,
 Fransez a daoulinas evit trugarekât
 Eun Doue 'n o c'henver ken douget ha ken mât,
 Ma lake du vleunian 'n eun doare kaer dispar
 An Urz 'devoa savet e skeud kroaz ar C'halvar.
 Ha da Vologn, neuze, evel d'al Lombardi.
 E kasas kenvreudeur, d'e holl 'vit kefridi,
 Sevel du-man, du-hont 'n e ano kouenhou,
 Ma kreskje gloar Doue ha mad an ineou.

P. J.

Kilhok an tour

Displegomp ar virionez, glok :
 Darn a lavar 'vez ar c'hilhok,
 War veg an tour, o.trei, o trei,
 Gant peb avel a zeu d'e skei,
 Evit saludi fall ha mad :
 Ar bleiz kerkloz hag an danvad....
 Met kement-se a zo geier
 Livet gant teodou dibreded....
 Nan ! nan ! ne dro ket ar c'hilhok,
 Evit tenna d'an oll e dok.
 Mar vez gwelet o trei, o trei,
 Gant peb avel a zeu d'e skei,
 Eo, a dra zur, vit denc'hel penn
 Da gonnar ruz ar gorventen....
 Bezit eta, yaouankizioù,
 Henvel ouz keijer ar touriou,
 Neket evit laret « amen ! »
 Da gement hini a dremen;
 Met, evit stourm ato dispont
 Enep ho techou divergont.

SEE.

ABAOUÉ M'EO SAVET, DA LAVARET EO, A HED SEIZ KANT VLOAZ.
 TREDE URZ SANT FRANZEZ A ZO BET MEULET GANT DAOU CONSIL
 BRAS, GANT 70 PAB, E 200 LIZER; HAG AN TADOU SANTEL AR PABET
 O DEUS PEDET START AN ESKIRIEN HAG AR VELEIEN DA REI SKLERIJEN
 VARNAN, E PEB DOARE, D'AR GRISTENIEN.



An 19 a viz Even

Ar plac'h evurus Michelin a Bezaro

INTANVEZ
eus an Drivet-Urz
(1300-1356)

Troomp hon spered war du Doue hepken, ha stagomp outan hon c'halonou, pegwir an holl drou a dremen, hen e-unan na dremen ket. Adoromp anean eta gant eur fe birvidik ha goullomp digantan ar c'hras d'e garout muioe'h mui.

Hon Salver a wel gant plijadur an ineo o tostät evelse ouz e Dad, ha pa gav eun ine a volonte vad, e tenn eus e garante eviti, da c'honid anei a-bez, ter c'hras talvoudek, ar c'hras da gaout aon eus e varnedgez, evit he c'hastian; ar c'hras da c'houzan poaniou, evit paean skoden he fec'hejou hag ar c'hras da garout Doue, ar c'hras kaeran a c'hallfer kaout, pegwir e tigor d'an ino dorejou er Baradoz peurbadus.

Hon flac'h evurus he deus bet digant Jezus an ter c'hras-se, evel ma c'haller hen gwelet en he bue, pa veve en kreiz ar bed kenkoulz ha pa veve evel c'hoar ebarz an Drivet-Urz.

I

Bue ar plac'h evurus Michelin a Bezaro e kreiz ar bed.

Michelin a oa bet dimezet yaouankig c'hoaz da eum denjentil eus noblans Malatesta, hag a oa eur brank anei o ren war Rimini. Doue a venegas o friedelez ha Michelin a c'hanas eur mab. Pebez joa e kalon ar vamm yaouank ! Santout a reas o sevel en he c'hreiz eur mor a garante evit he c'brouadur. Er mor ze e klaskas beui he glac'har, pa digoueas d'ei chom hec'h unan gant he bugel, intavez da ugent via ! Ha Michelin a droas war he mab holl garante hec'h c'halon.

Karante eur vamm evit he bugel a zo eun dra gaer meurbet, met eur vamm he deus da diwall da vean dallet gant ar garante, hag a c'half, ma veze maget eus se, mougan en he c'halon ar zonj eus ar grouadurien all ha koll anaoudegez eus Doue, hon Zad hag hon C'hrouer.

He bugel a deunas da vean evit Michelin he Doue, hag alies ar garante he devoa evitan a harze anei da drei he daoulagad war du an nenv.

Doue koulzkoude an nevoa c'hoant d'ober eur zantez gant ar plac'h-se ken stag he c'halon ouz ar bed. Kas a reas d'ai eur baourez kez eus ar Syri : homan, eus Trivet-Urz Saint Fransez, he devoa gwestlet he bue d'ar beden ha d'ar binjen. Michelin, o welet pegen devot e oa ar Syrianez, a ginnigas d'ai lojeiz en he falez. Ar baourez a deurveas kemper al lojeiz kinniget d'ai, evit ma raje vad da ino an hini he devoa c'hoant d'ober vad d'he c'horf.

Epad an ebatoù a vije gret gwej all er c'hastel evit an dud a noblans, hag a distroe kement ar sperejou diwar Doue hag ar vue gristen, an estranjour ez devot a gase tresek an nenv pedennou birvidik da zic'haoui kalon Jezus ken dilezet gant ar gristenien. Pedi a re dreist-holl evit ma tistroje Michelin ouz Doue.

« Ah ! ma mesitez karet, a lare d'an intanvez, mac'h annejec'h Doue ha mar ho piñe tanvaet e donezonou, e rafec'h ho fae war madou an douar evit gonid er Baradoz eur gurunen a c'hloar hag a rafe hoc'h evurusted da viken. » Neuze Michelin, 'n eur diskoe gant lorc'h he dilhad a brinsez a lugerne warné an aour hag ar mein prisius e kreiz ar voulouz hag an danfelez, a responte d'ai : « Ar baradoz ? an evurusted ? Ma dilhad kaer ac'h è ma baradoz ha ma gened ma evurusted; biskoaz den ebet na zo deut eus ar bed all da laret ar c'hontrel ! »

— « O Itron gez, a responte d'he zro ar Syrianez, ho madou a zo evel ar poull war an hent bras : eur baravel a zav souden, hag er poull a ve skubet; ho kened ive a dremeno evel ar bleun er prajou; ar binividigez, gwir eo, a zonjer ec'h è mammen ar peuc'h hag al levez, ha pa ve bevet en he c'hreiz, na lez war an ino nemet blaz an dristidigez, ha diwar ze e sav an die'hout evit pep tra gant ar gounar hag ar gasoni hag ive ar spont eus ar vue all gant e frouez, an dizesper. »

— « Ma c'hear, a lare neuze Michelin, ha c'hoant ho piñe e kuitafen ar bed ? Siouas ! ma mab a zo et gantan ma c'halon, ha ma finividigez a harz anón da zevil ma spered war du an O. Doue. »

— « Pedomp eta, eme ar baourez, ha Doue a bленao an hent dirakoc'h. »

An de warlerc'h, Michelin, stouet dirag eur grusifi, a glevas eur vouez hag a lare d'ai : « Me ac'h a da gemer da vab em Baradoz, ha neuze e vo dizerect da galon hag e kavi ar peuc'h. » Dizo d'he falez, e kavas ar bugel klanv : dambrest goude, e rentas, en e huenaden diwean, e me glan da Zoue : an diou blac'h a welas an Ele o tougen anei d'an nenv.

— « Ho polonte beet gret », eme ar vamm 'n eur ginnigan da Zoue ar zakrifis pouneran a c'halle ober war an douar.

Disket, tadou ha mammou kristen, plegan ho spered dirag bolonte Doue : na sko kammed nemet gant eun dorn madeleuzus.

II

Bue ar plac'h evurus Michelin a Bezaro en Drivet-Urz

Michelin neuze a c'hoantaas heuilh an Aviel penn-da-benn : gwerzan a reas he madou hag o roas d'ar bevien, ha goude e c'houllas bean digemeret en Drivet-Urz Saint Fransez. 'N em di-

zober a reas eus he dilhadou a brinsez a laka kement a lorc'h enni, hag a blique d'ei kement lakât. He douarou, he c'hestel, kement tra a oa d'ei ac'h eas e kerz an dud ezommek en despet d' he c'herent drouk-kontant o welet eun heritaj ken brao o tifilan diganté.

Ar plac'h evurus a deuas da vean mamm ar bevien, harp an intanvez ha skoazel an emziyaded. War ar re-man dreist-holl he devoa douget ar garante he devoa bet evit he mabig. Evit 'n em lakeas da glaskerez-vara; mont a re, he zreid noaz, da c'houlen eun tammig bara evit ma paeze da Zouz ar die, he devoa gret en e genver pa rene he bue a blijadur en he c'hastel.

He c'herent, pa deue da skei war o dor, a lare d'ar vevelien pourchasan anei : c'hoantaet o devoa memes rei da gredi e oa zod evit ma vije dastumet ha na raje ken a vez d'è.

Michelin ac'h a da Jeruzalem en pirc'hiringaj, ha war ar menez Kalvar, hon Salver 'n em diskoue d'ei hag a stok ouz he c'horf troc'h e c'houliou zakr. Evese e teuas d'ober burzudou hag e pareas meur a den klanv. Pa deuas en dro d'ar gear, an holl a enore anei evel eur zantez.

Ar c'hoar-ze eus an Drivet-Urz ac'h è unan eus ar re o deus roet ar gwellan da gomprent petra eo spered Sant Franséz. « Lakât sklerien dous ha tomm an Aviel er vue pemdeiek; ar c'horf a zo enebour d'ar spered; war an tamou eus e garante evitan e-unan, an den a die sevel eun templ evit ar Baourentez kristen; bevan sij elec'h bevan e kreiz ar binividigez hag ar blijadur; magan karante evit an nesan elec'h kason; ober pinjien elec'h kargan ar c'horf; sevel eun tron ubel a garante en hon c'halon da skeuden hon Salver an neus kement hon c'haret, ha klask karout anean bepred muioch mui, setu aze spered Sant Franséz, setu aze ar pez a c'hoantaas lakât da ren er bed. Kas a reas da benn e vennad, pa savas an Drivet-Urz, hag ar plac'h evurus Michelin he deus lakaet ar spered-se en disteran labour eus he bue pemdeiek. Pebez nerz-kalon he deus renket diskoe evit se !

Me ive a embanno dre holl ar gelenmadurez-se.

Peden. — « O Doue, c'houi hag hoc'h eus douget kalon ar plac'h evurus Michelin eus karante ar bed man beteg ho karante c'houi, roet d'imp, ni ho ped, dre he meritou ar c'hras da heuilh he skouer ha da zistagan hon c'halonou diouz an douar evit das-tum tenzoriou ha n'efont ket da gall. »

Menoz. — Ma n'hallan ket tremen dre gement roud an neus lezet ar plac'h evurus-man war hent ar zantelez, da vihanan e troc'hin al liammou a stag anon ouz ar bed, hag e troin ma holl garante war Groaz hon Salver : Hen a roio d'in da intent yez ar zantelez.

Boked. — (eur gir eus Sant Franséz) : « Ra vo chadennet ma spered holl gant douzder ha tommider ho karante birvidik, o ma Doue, evit na vo ken troet nemet ganec'h.

E.B.

————— *



Sant Anton a Badou bag ar Zakramant an Oter

Sant Anton a oa o prezeg e kér vrás Bourges. Bez a oa eno heretiked ha na felle ket dezo kredi ema hon Zalver e Zakramant an Oter.

Unan eus pennou bras an heretiked, Père Guyard, goude beza dalhet penn hir amzer d'ar sant, evel na gave mui netra da respount, a lavaras : « Nebeutoc'h a gomzou; greomp eur marc'had, mar kirit. Me 'm eus du-man eul loen. »

« Me e lakao da iun epad tri dervez. Goude me e digaso var leuren-kér; c'houi a zeuio ive gant pez a hanvet ar Zakramant. Me a roo da zibri d'em loen. Mar koue d'an daoulin dirag ar Zakramant elec'h 'n em lakat da zibri e voed, neuze me a gredo, met nan araoak. »

Sant Anton a respount : « Ar mare'had a zo grêt, evel ma c'houlennet. »

Al loen a iun epad tri dervez.

Sant Anton, eus e du, a bed, a iun, a ra pinijenn kalet; var e c'houlenn, ar gristenein a bed hag a iun evit ma plijo gant Doue lakat ar virione da skedi.

Setu digoueet an deiz merket.

Holl tud kér a zo bodet var al leuren. Père Guyard a zo aze gant e loen ha Sant Anton gant ar Zakramant meulet ra vez.

An heretik a ginnig boed d'e loen. O burzud ! Elec'h dibri, al loen 'n em stou d'an daoulin dirag ar Zakramant. Ar gristenein a strak o daouarn hag an heretiked a soubl o fenn gant ar vez.

O wellet eun dra ken souezus, Père Guyard a lavar : « Me gred ema Jezus-Krist e Zakramant an Oter. »

Evel ma oa pinvidik bras, Père Guyard a reas sevel eun Iliz gaer war daehen ar miraki ha breman c'hoaz a ve grêt eus an Iliz-se, Iliz Père Guyard.

Kredomad mad ema hon Zalver Jezus-Krist korf, goad, ene ha divinité e Zakramant an Oter.



LOURD, katekiz beo

PEMPET DEVEZ

Lourd ha mister an Dreinded.

Ar genta guirionez da anaout eo ez eus eun Doue, guelet hon deus penaos e teu Lourd da zigas da zonj outi hag iveau pegelement en em emell Doue gant madelez ouz e grouadurien pa ra avecou eur *mirakl* evit o zikour.

Hor spered a c'hell tizout ar guirioneziou-ze a zesk d'eomp hor feiz. En o c'hihen ez eus guirioneziou all, diwarbenn natur ha labour Doue ha ne c'hellomp anaout nemet gant hor feiz; ar guirioneziou-diskleriet d'eomp gant Doue ha desket d'eomp gant an Iliz a zo hanvet « *misteriou* ».

Ne c'hellomp ket ober hor zilvidigez heb anaout ar misteriou nag hep kredi enno. An hini kenta eo mister an Dreinded : outan eo e komzimp herio.

Guelomp da genta petra eo ar mister-ze a dleomp da gredi. Bez 'ez eo, a lavar ar *C'hatekiz*, mister eun Doue hepken e tri ferson. Kaout a reomp aze teir guirionez.

Kenta guirionez : n'eus nemet eun Doue. Lavaret ez eus daou a veftenna digant unan ar pez a rofemp d'egile. Evesle, penaos e c'hellef eun Doue beza oll-c'halloudek ma c'hellef eun Doue all, oll-c'halloudek iveau, mont en e eneb ? Mes ni n'hon deus douetanz ebet var gement-se. Ped quech en hor pedennou, pa lakeomp enno hor c'halon, n'hon deus-ni ket lavaret : « *Va Doue !* » Morse n'eo bet digouezet ganeomp lavaret : « *Va Doueou !* ».

Eil guirionez : An Doue-ze ha n'eus nemetan a zo e tri bersonach. Arabit fazia : n'eus kaoz ebet aman ouz tri zoare da gement ar memes personach, evel ma c'heller, mar kirit, kemeret mestr ar c'houarnamant evel presidant ar republik, evel den helavar hag evel tad a familh. Nann . bez' ez eus, e guirionez, e Doue tri bersonach ha n'int ket ar memes hini. Doue, a beb eternite a c'han eur Mab unik ; bez 'ez eo eta *Tad* hag e *Vab* a zo Doue eveldan hag ar memes Doue egetan peguir n'eus nemet eun Doue. Ous-penn, a beb eternite iveau, an *Tad* hag ar Mab en em gar etrezo hag ar garantie eo an trede personach, personach ha n'eo ket ar memes hini hag an daou all, personach hag a zo Doue eveldo hag ar memes Doue egelo ; bez 'ez eo ar *Spered-Santel*.

Trede guirionez erfin : an tri bersonach-se a zo par an eil d'egile e pep tra, ha kement man a zo red peguir pepini outo a zo Doue ha ne reont nemet ar memes Doue hepken : eun danvez hepken, eun natur hepken, eun divinite hepken, mes a bez da dri bersonach.

— 419 —

Setu aze ar pez a zo red da c'houzout ha da gredi; ne lavaran ket : « da gompren », rak an dra-ze a zo eur mister hag, eur vech c'hoaz, ne anavezomp anezan nemet dre ma z eo bet diskleriet d'eomp gant Jezus-Krist p'en deus lavaret d'e ebestel : « It, prezegit d'an oll boblou ha badezit anezo en hano an Tad hag ar Mab hag ar Spered-Santel. »

Lavaromp, peguir emomp en eur miz gwestlet da Vari, ez eus etre ar Verc'hez ha pepini eus tri bersonach an Dreinded santel evel eur gerentiach divin. Doue an Tad en deus kemeret anezo da *verc'h*, Doue ar Mab da *vamm*, Doue ar Spered-Santel da *bried*.

Ha brenan, mar hon deus c'hoant da velet e Lourd eur skeuen eus an Dreinded santel, deomp da iliz ar Rozera. Eno e ka-vomp pemizeb taolen hag a ziskouez pemzek mister ar Rozera. Chomomp eun abaden dirak an drizekvet taolen, an hini a lak dirak hon daulagad mister ar Pantekost. An taolenner kristen en deus livet varni an tri bersonach divin. En treac'h e velomp an Tad o kroui ar bed, dindan furn eun den koz evit digas da zonj eus eternite Doue ; var e benn ez eus eul lizeren grek, an delta trigornek hag a zervich pell 'zo d'an Iliz katolik evit diskouez mister eun Doue e tri bersonach. Izeloc'h e velomp Mab Done savet d'an nen' da zeiz ar Yaou-Bask ; a-unan gant e Dad e tigas ar Spered-Santel. Heman a zisken var an douar hag a blav uz Mari hag an ebestel ; en dro d'Ezan ez eus eur vandennad elez ha seiz eus ar reman a zo ganto e zeiz donezon evit o roi d'an ebestel evel m'o roo d'eomp divezatoc'h e sakramant ar gonfirmasiou. Livet eo dindan furn eur goulim o teuler feodou tan. Setu aze digemmesk an tri bersonach mes o zri ne reont nemet eun Doue hepken.

Eun henor all a vez roet c'hoaz e Lourd d'an Dreinded santel hag adorabl. Pa vez soubet eur c'hlavouri e dour burzadus ar pisinou, e vez lavaret ar pedennou-man evito :

Intron Varia Lourd, pareit hor c'hlavouriens !

Intron Varia Lourd, pareit anezo evit henor ha gloar an Dreinded santel !

Pebez kentel gaer !.... Setu aman klanvourien hag a zo deuet eus a bell evit pedi *Intron Varia Lourd*, evit beza soubet en eun dour deuet eus an douar var gomiz an *Intron Varia*, evit goulen o fareanz digant an *Intron Varia* : mes araok pep tra, ententet mat ez eo, ma pareont, ar veulendi na raio nemet tremen dre an Intron Varia evit tizout Doue E-unan, an Dreinded santel hag adorabl !

Eur vech c'hoaz, pebez kentel !.... Lakeomp anezo da dalvezout ha sonjomp e komzou an abostol : « N'eus fors petra 'rit, grit pep tra evit gloar Doue ! »

SKOUER

An dimezel Mac'harit Hemour, nao vloaz var' n ugent, eus Marselih.

D'he zrivac'h vloaz eo e santas Mac'harit Hemour kenta taoliou ar c'hlenvet a dlee lakat anezo da vont fall. Azalek miz kenver 1910 ar boan gof a ree d'ez i dislonka eur vech an amzer. Nao vloaz goude, he foaniou a deu da greski ; he c'hof a zo kizidik meurbed

hag ar medisin a ra varni ar pez a hanver e galleg « l'opération de l'appendicite ». Ar plac'h yaouank a vella d'ezi deust : debri ha pouunnerat a ra ; poan he deus c'hoaz goulskoude eur vech an amzer. Eur bloaz goude, e mis ebrél 1920, Mac'hariit Hemour n'eommi adarre evit dalc'henn ganti he boued hag an taol-man e tistaol gwad. Kement-man ne bad ket pell mes he foaniou, kris awale'h, a jom krog enni, ar pez a ra d'ezi mont treutoc'h-treut.

En enklask piz a gav kreskennou niverus en he c'hof hag en he boezellou. Red eo adarre d'ar medisin kemeret e veniji hag an taol-man ar vellaen a bad tri miz.

E mis kenver 1921, ar boan gof a zistro, ar boezellou a goen hag ar gwad a zav a boulладou d'ar ginou. Ar plac'h yaouank a zo fall-fall.

An testeni roet dezi gant ar medisin evit ma c'hellej kemeret « train » ar re glany da vont da Lourd a verk : krgn beo en eur c'hof sonnet gant ar c'hreskennou ha boezellou striseat.

Kaer en deus kemeret louzeier, en em ziskuiza gourvezet en eol, ar glanvourez a gendalc'h da gaout poan, da dreutat ha da falliat. Egiz boued ne c'hell mui kemeret bemdez nemet eul litrad hanter a leaz.

D'an dri a viz guengolo 1921, an dimezel Hemour skuiz-maro gant ar veach, a zo en eur stad renzeudik awale'h pa z eo diskenet e Lourd. Poan griz he deus en he c'hof hag en he gouzoug evel pa vije enno an tan.

D'ar 7 a viz guengolo, vandro nav heur. Mac'hariit Hemour a zo douget var eur c'hrazañ d'ar pisin. Soubet eo en doar burzudus : a boan ma z eo lavaret ar pedennou d'an Dreinded santel m'en em gav kalz easoc'h. « Seblantout a ra d'ezi ez eo diskoumet he boezellou hag ez eus evel kouezet chadennou er pisin ». Azeza 'ra : eva 'ra eur volennad leaz hep heugi ha sonjal a ra d'ezi e chom al leaz en he c'hof eleac'h tremen deustu egiz ma rée araok. Antroaz vintin Mac'hariit e ev eur volennad kafe leaz hag a zebri bara amannennet, ar pez n' en doa ket great tri bloaz a oa. Debri 'ra da greizdeiz kig, legumach, piz-glaz; fourmaj ha dammbara bag ar pred-se evel ar re a zebro da c'houde ne ra dies ebet d'ezi.

Distroet da Varseilh, Mac'hariit Hemour, goude eun enklask piz great gant ar vedisined, a zo bet embannet pare eus o' glenvejou he c'hof hag he boezellou. Kendalc'henn a ra da zebri pep seurt boued hag er boued a ra vad d'ezi peguir he deus gounezet pevarzek lur en eur miz.

Chomet yac'h abaoue, an dimezel Hemour en deus kemeret dilhad leanez d'an 8 a viz kerzu 1922 e kouent ar Vizitasion e Mar-seilh, evel m'en doa prometet da Intron Varia Lourd.

He superiorez en deus roet d'emp eus he c'helou da viz eost 1923. « Al leanez yaouank, emezi, a zo yac'h-pesk eiz mis 'zo ; c'heulia 'ra bemdez reolen he urz evel al leanezed all. »

F. G.

PEDENNOU GOULENNET

Lennien kristen, pedit evit

Hon Tad Santel ar Pab, an Otronez Eskibien, ar veleien, Urz Sant Fransez, ar visionerien, breuriezou Breiz.
Hor skolioù kristen, o mistri ha mestrezet.

MISIONOU. — Pedit kalonek evit ar misionou roet gant hon Tadou, ma touingt frouez puilli evit gloar Doue ha silvidigez an aneou :

En Ergo-Vihan (Eskopti Kemper), eus ar 25 a viz Mae d'an 12 a viz Even, gant an Tadou Barnabe, Fulgence, Tugdual, Yvon.

Librairie Saint-François

4, Rue Cassette — PARIS (VI^e)

Chèque Postal : Paris 675-77

Manuel du Tiers-Ordre de Saint François, par le R.P. Eugène d'OISY, capucin, 40° mille, relié tranches rouges	9 fr.
Saint François d'Assise, par le R.P. LÉOPOLD DE CHÉRANCE, capucin, 40° mille	9 fr.
Histoire du Frère Saint François d'Assise, le Chevalier du Christ, par PEGORELLA DI DIO, 300 pages, nombreuses illustrations (Pour les jeunes)	75.50
Vie de Saint François d'Assise, par le P. CUTHBERT, capucin	20 fr.
L'Idéal de Saint François par le P. HILARIN DE LUCERNE, capucin, 2 volumes	24 fr.
Vie de Saint François de THOMAS DE CELANO, traduction par l'abbé FAGOT	18 fr.
Vie de Saint François de Saint BONAVENTURE, traduction par l'abbé FAGOT	12 fr.
Le Crucifix et Saint François d'Assise, par le P. JEAN DE COGNIN, capucin	12 fr.
Saint François d'Assise, Patron des Jeunes Scouts Catholiques, par le P. SIGISMOND, capucin	41.50
Histoire de Saint François d'Assise, par l'abbé LE MIGNIER, 2 volumes (nouvelle édition)	24 fr.
Sainte Elisabeth de Hongrie, patronne du Tiers-Ordre, par le R.P. LÉOPOLD DE CHÉRANCE, capucin	9 fr.

*
Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AB BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.



Bloaz kenta

Miz Gouere 1927

Niverenn 7



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

XXIX Pelerinaj Bretoned Trede-Urz e Santez Anna	121
Wened	121
Buhéz Sant Fransez a Assis	122
Buhéz Maze Talbot	124
Bleuniou S. Fransez (VI ^e Pennad)	127
An Der evurus Davouzat	131
Sonjif ervat	133
Lourd, katekiz béo	133
Induljansou an Trede-Urz	
An Absolven jeneral	134

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoned ar bloaz.

MIZ GOUERE

- 1 Gwener ... Goad Presius hor Zalver Jezuz-Krist.
 2 Sadorn Gouel ar Visitation ar Werchez Glorius Vari. — A.J.
-
- 3 Sul *Pempet Sul goude ar Pantekost.*
 4 Lun Oïs e eizvet S. Per ha S. Pöl.
 5 Meurz S. Anton Mari Zacharia, kovez.
 6 Merc'her .. Eizvet an Ebstel S. Per ha S Pöl.
 7 Yaou S. Siril ha S. Methodius, Eskibien ha kovez.
 AN DEN EURUS DAVANZAT, kovez, eus an Trede-Urz.
- 8 Gwener .. SANTEZ ELISABETH, Rouanez ar Bortugal, intanvez eus an Trede-Urz. — I.P.
- 9 Sadorn SANTEZ VERONIKA, gwerchez eus an Eil Urz. — I.P.
-
- 10 Sul *Pempet Sul goude ar Pantekost.*
 11 Lun S. NIKOLAS HAG E GOMPAGNUNEZ, merzerien eus ar Chenta Urz. — I.P.
- 12 Meurz S. Yan Gualbert, kovez.
 13 Merc'her .. S. Anaklet, pab ha merzer.
 14 Yaou S. BONAVANTUR, Doktor eus ar Chanta Urz. — I.P.
 AR PLAC'H EURUS ANJELINA, intanvez, eus an Trede-Urz.
- 15 Gwener .. S. Herri, kovez.
 16 Sadorn Santez Mari Mene-Karmel.
 SANTEZ MARI-MADALEN POSTEL, gwerchez eus an Trede-Urz.
-
- 17 Sul *Chouechvet Sul goude ar Pantekost.*
 18 Lun S. KAMILH LELLIS, kovez, eus an Trede-Urz.
 19 Meurz S. VISANT A BOL, kovez, eus an Trede-Urz.
 20 Merc'her .. S. JEROM Emilian, kovez.
 21 Yaou S. FRANSEZ SOLANO, kovez, eus ar Chanta Urz. — I.P.
 22 Gwener ... Santez Mari-Madalen, penitandez.
 23 Sadorn ... S. Apolliner, Eskob ha merzer.
 (Pardon Santez Anna Wened evit re a zo en Trede-Urz).
-
- 24 Sul *Seizvet Sul goude ar Pantekost.*
 S. LAURANS A VRIND, kapusin. — I.P.
 AR PLAC'H EURUS KUNEGONDA HA LOELZA, gwerchez eus an Eil Urz.
- 25 Lun S. Jakez, abostol.
 26 Meurz SANTEZ ANNA, Patronnez ar Bretoned.
 AN DEN EURUS ARCHEL, kovez, eus ar Chanta Urz.
- 27 Merc'her .. AR PLAC'H EURUS MARI-MADALEN MARTINENGO, gwerchez eus an Eil Urz. — I.P.
 AN DEN EURUS NOVELLON, kovez, eus an Trede-Urz.
- 28 Yaou S. Nazer hag e Gompagnuez, merzerien.
 29 Gwener ... S. Gwilherm, Eskob Sant Brieg.
 30 Sadorn ... Oïs ar Werchez.
 31 Sul *Eizvet Sul goude ar Pantekost.*
 S. IGNAS A LOYOLA, kovez, eus an Trede-Urz.

*



XXIX Pelerinaj Bretoned Trede-Urz Sant Fransez

E SANTEZ ANNA WENED
d'an 23 ha d'ar 24 a viz Gouere.

Abaoue 29 vloaz, Bretoned Trede-Urz Sant Fransez o deus ar c'hustum zantel d'en eur voda, dirag o mam vat, Santez Anna Wened. Betek breman, ar pelerinaj-se n'eo ket marteze anavezet mad avoalc'h gant bugale Sant Fransez eus eskoiptioù Kemper ha Sant Briek. Goulzcoude netra kaeroc'h, netra guelloc'h evit laouennnat ha kennerzi ar galon. Eno, tud an Trede-Urz, — neubeudik diouft alies er parreziou, — a vel pegen niverus int, a zesk en em anaouët hag en eim garet, a gemer eun nerz nevez, evit bale kalonek var roudou o Zad.

Var zao ! eta, bugale Sant Fransez : holl da Zantez Anna Wened, d'an 23 a viz Gouere, da resezo bennoz Mam gôz Jezus. Loskit a gostez an digareziou : N'o pezo ket geuz d'an amzer implijet na d'an arc'hant dispignet.

Setu aman, e berr gomzou, petra vo gret, e ker Santez Anna :

**

Urz ar pelerinaj : D'ar zadorn, 23 a viz Gouere, da zerr-nôz, prosesion ar goulou, prezegen evit digori ar pelerinaj.

— Epad an noz, e vo adoret ar Zakramant meulet ra vez ! gret prezegennou e galleg hag e brezoneg, kanet kantikou, pedet, kovez-sêt.

(Tolit evez : ar c'hovezourien brezoneg en em zalc'ho er c'hadoù-kovez a zo adrevy ar gador-brebezeg).

— Da hanter noz, er c'hlöst, hent ar groaz e galleg, — da eun eur eus ar mintin, hent ar groaz e brezoneg, (hent ar groaz prezeget).

— D'ar zul, 24 a viz Gouere, oferennou vit kommunia, da 3, 5 ha 7 eur.

— Da 9 eur, oferenn ar pelerinaj, gant eur prosesion arog, e Park Santez Anna, »

— Da 10 eur hanter, e tleer en em voda : ar re a gomz e galleg, en teatr : ar re a gomz brezoneg, e chapel ar Zeminer-Bian.

— Da 13 eur, klozaden ar pelerinaj.

**

Klevit mat. — Ar Breuriezou zo pedet da zigas ganto o baniellou. — Kavet e vo kantikou ha medalennou an Trede-Urz da hrenna, e stal Santez Anna.

Buez Sant Fransez a Assis

EIL PENNAD

FRANSEZ EN EM RO DA ZOUE

(*Kendalc'h*)

KENTEL 6. — Kuzat a ra diouz he dad. — Eil retred. — Kennerzet gant Doue.

Eun den hag en deuz guir c'hoant d'en em rei da Zoue da vad, a gavo trubuilou var he hent. An diaoul a gaeo outhan, evit miret ouz ar vad m'eo galvet an den santel da ober, ha Doue a ro eun tamik kabestr d'an drouk-spered evit amprou he servicher, hag he startat er feiz. Fransez, galvet gant Doue da ober traouer kaer evit brasa gloar he hano santel, en devoue meur a drubuill en he vuez.

Per Bernardone, pa velas he vab ker brokus evit Doue, a yeas drouk ennnhan, hag a redas gant eun nebeud amezien da glask Fransez da Zant-Damien. An den yaouank a glevas trouz ho moueziou, rak kabal a oa ganthro, hag a dec'has d'en em guzat en he roc'h kleuz. N'en doa ket c'hoaz nerz kalon aoualc'h da enebi ouz he dad.

An tad a zistroas d'ar gear heb beza kavet he vab, hag heman a reas eur miz retred adarre en he doull kuz, er Grott. Sonjal a rea da vad e Doue, pedi a rea c'houek, gouela a rea noz deiz abalamour m'en doa renet eur vuez ken dibarfet betek neuze. Doue a gennerasz he zervicher, o lavaret d'ezhan : « Me a vez ganez, n' e peus ezom da gaout aoun rak neira. »

Eur mevel a duec bemdez da zigas, e kuz, eun nebeud boued d'an ermit. Piou a rea d'ezhan dont ? Piou nemet Pika, ar vam garanzetus ?

An eil retred-se a oue evit Fransez pinvidig bras e grasou an Aotrou Doue. Nak eas eo d'an den, epad eur retred, maga he eue gant sonjezonou santel ! Nak eas eo d'ezhan selau guelloc'h komzou Doue e gouepled ar goustians, hag ho zaouri parfetoc'h ! Nak a nerz a resever, neuze, evit hale var hent ar vertuizi kristen !

Kennerzet gant mouez he goustians ha gant komzou Doue, an den yaouank a lavaras, en he galon : « Aounik oun bet beteghen rak an dud, ha fall da zervicha Doue, mall eo d'in implija va nerz, evit lavaret kenavezo d'ar bed, hag ober al labour a c'houlen Doue diganen. »

KENTEL 7. — Dispount. — Goapeat. — Kounnar he dad.

Eun dervez eta, goude eur miz retred, Fransez a zistroas e kear gant ar zonj beza da Zoue, ha da Zoue hebken. He galon a oa krenv rak nerz en doa digant Doue.

Tud Assis a oue souezet ha nec'het maro p'her gueljont. He vizach a oa guen a distrounket, he ziou voc'h kluzet gant an daelou en doa skulillet, liou ar binijen a oa varnhan. Evelato, bale a rea soun he benn : dispount e oa.

An dud a doa meulet mab Per epad ma rea follenteziou gant ar baotred yaouank all, mes en dervez-se, n'o devoue nemet disprivians evithan : goaspert e oue gant eur c'halz, hag hiniennou euz ar vugale en em roas da deurel mein ha pri outhan : « Eat eo da zot ! » a youc'he an dud. Ar re a oa bet guechall mignouned Fransez, a oa gant ar re voasa oc'h he vafouï breman.

Hen, rannet he galon o velet an dud ker farouel ha ken trahis, a yea atao gant he hent, habask ha seder. He spered a oa kollet e Doue, kollet e Jesus-Christ maro var ar Groaz evit silvidigez an dud a rea goap anezhan.

Pebez rann-galon evit Per Bernadone, pa velas he vab muia karet o tostät, o tont dirak he di. En eul lam e oue er meaz evit skei var an haillounou a rea goap euz he vab, mes da c'houde, e krogas e Fransez he unan, evit hen heja, her hounta, hag ober d'ezan ar rebechou guasa : « Koll a res honor hon hano ! Koll a res honor ar famill ! Petra c'houmezi oc'h ober da zot en doareze ? »

KENTEL 8. — Prisouniet er gear. — Ar vam a dro gant he mab libr !

Fransez ne respounte netra d'an oll rebechou, setu neuze an tad, drouk ennnhan muic'h-mui, a glozas he vab en eun toull tenval euz an ti, en eur lavaret : « Choum a ri aze betek m'e pezo promettet chench buez. » Var ar c'homzou-ze, Per a brennas mad an or.

An den yaouank n'en doa respountet nemet eun dra, da oll rebechou he dad : « Galvet oun gant Doue, ha guell eo senti outhan eget ouz an dud. » E mare ebet, ne oa bet unan euz he c'heriou hueloc'h eget egile, rak-se, pa oue he unan en he doull tenval, e trungarekeas Doue da veza roet d'ezhan pasianted.

Pegeit e choumas Fransez e ti he dud heb guir da vont kuit ! Ne ouzor dare : eur miz pe zaou. Ar vam Pika, glac'haret oll o velet he fried kounnaret, a boanias da derri he himor, mes ne c'hounezas netra varnhan. « Hor mab, emezhan, hor rivino, rak kalz re vrokus eo deut da veza gant an arc'hant a c'hell kaout. Ha neuze, petra eo ar frouden-ze a zo deut d'ezhan, e rank beva, var he veno, dishenvel diouz an dud all ? Daoust ha red eo d'ezhan ober kement a follenteziou ? » An tad ne blegas ket da vouez he bried.

Ar vam a glaskas neuze ober d'he mab dont var he giz, mes hen a jounas ker stard all. Eleac'h gounit Fransez, hi eo a oue gouezet ganthan. Dont a reas da entent n'eo ket mad enebi ouz an Aotrou Doue, rak hen a zo mestr an oll dud. Ha neuze, ar prizounier a lavare d'ezhi « Christ ar grusifi en deus komzet ouzin, mam, en iliz Sant Damian, komzet en deus dre vurzud, na c'hel-lan ket, evelato, dizenti outhan. »

Eun dervez ma oa eat Per diouz ar gear evit he gemverz, ar vam a zibrennas an or, hag a laoskas he mab da vont, d'al leac'h ma plifje ganthan. Lavaret a rea outhi he unan : « Va mab n'eo ket galvet gant Doue da vont d'ar baradoz dre ar memez hent gant an dud all. »

Pika a oa eur guir vam gristen.



Buhez Maze Talbot

Simiad (douger-sammou)

V PENNAD

E yuniou, e binijennou.

Ret e veze mont beteg an ermité santel eus penn kenta an iliz evit kaout eun den da garet ar yun hag ar binijenn evel Talbot. En amzeriou diveza, ouz person Ars eo her c'havomp henvel.

Da zul, ha ne gomzomp ket eus ar C'horai, e yune betek diu eur. Neuze hepken, o tout eus an iliz, e tebre eun dra bennak, ha ne rae pred all ebet da c'houd. Evelato, p'en dese gret eur pred re skany da ziv eur, e kemere eun tammiq bara gand eur banne the, ar arok mont da vodadeg e Vreuzie.

En dervezioù all, goude an oferenn e kemere eun tammiq bara hag amann gant chokolat, ha d'an abardaez, eun nebeut kig. Beteg e glenvet ne gemera netra e kreiz an deiz, ha da c'houd zoken, ne gasas gantan en e c'hodell nemet eun tammiq bara a zebre da boent meren.

D'al lun elevato, ne gemere netra nemet the ha bara sec'h; da zadorn e rae henvel, en enor d'ar Verc'hez Vari. Da vere'her na zebre ket a gig, avechou hepken e kemere eun tammiq amann.

Met epad ar C'horai, denc'hent ar goueliou, e tileze kig, lèz hag amann. E miz mezeven e yune evel er C'horai, en enor d'ar Galon Zavr. Ober a rae ouspenn ar yuniou merket gant roelenn sant Fransez, ha zoken, a gredomp, goude ma voe ket bihanet niver an dervezioù yun gand ar Pab Leon XIII (1).

O veza m'en dese poan o tebri e vara sec'h, e pede avechou e c'hoar da boazat en dour eur pesk, eur morlouan. Neuze e soube e vara en dour-ze, met ne gemere tammiq eus ar pesk.

Eur vaouez vat, o c'houszout en doa Talbot lakeet en e reolenn a vuhez ne dlle Morse lavaret nann pa veze kinniget d'ezan eun

(1) Abaoe m'eo bet reizet ar reolenn gand ar Pab Leon XIII, tud an Trede Urz o deus da yun denc'hent gouel sant Fransez ha gouel ar Verc'hez konsevet hep pec'hed. Gwechall ez oa da yun epad an Asvent, ar C'horai, pep gwener eus ar bloaz ha pep merc'her adaleg gouel an Holl Zent betek Pask.

dra bennak, e bedas meur a vech da eur an the. Talbot a asante, daoust ma kave dies. Debri a oa evitan eur binijenn (1).

Eun all, he dese digantan leoriou avechou, e bede ive da azeza ouz he zaol. Ne anaveze ket doare beva Talbot. Heman a asante hep lavaret ger hag a zebre eus ar pez a veze kinniget d'ezan.

Evit kompreñ peger kalet oa pinijennou Talbot, n'ankoum-a'haomp ket en doa bemdez hag heb ehan eul labour dies ha pouner d'ober; n'en doa nemet ar zul da ziskuiza.

N'oa ket awalc'h evitan yun ha debri nebeut : e pep giz e rae pinijenn. P'oa yaouank, e fume; lezel a reas a gostez ar butum. Abaoe pell amzer ne lenne kazetenn ebet; ne lenne ket zoken ar skrifelloù staget ouz ar mogeriou. Abaoe kalz mizioù edo an dud en Irland o klas kozh miret-na veze savet soudardet evit Bro-Zaoz, pa glevas hano eus an dra-ze evid ar vech kenta.

Ar c'heleier all a gleve pa veze o labourat gand e gamaraded.

Eur pevarzek vloaz bennak araog e varo, leor an den eürus Grignon a Vontfort, ar *Wir Devotion d'ar Verc'hez*, a gouezas etre e zaouarn.

Lenn a reas el leor-ze petra rae *sklaved Mari* : dougenn chadennou en he enor. Neuze eo e kemeras ar chadennou a voe kavet varnan deiz e varo ha ne zilezas nemet epad an nebeut sizuniou a dreñen e Hospital an Drugarez e 1923 ha 1924. Ne felle ket d'ezan rei da anaout d'an dud e binijennou, hag e tennas epad eun nebeut amzer e jadennou.

Da genta e tougas ar jadenn vrasa endro d'e c'houszout ha d'e gein. Met ne c'helle ket ober e labour evelse, rak, epad an deiz, en doa da zougenn plenç var e ziouskoaz, ha pouez ar plenç e lakee ar jadenn da vont douz en e groc'hien. Hag e lakeas ar jadenn neuze endro d'e gorf, d'e groazlez.

Derc'hel a rae e jadennou da vont da gousket. E wele a oa grët gant plenç evel m'eo bet lavaret uheloc'h. An tammi koad a gement evit penn-wle en doa eun hanter-metr hirder, hag e gornou a oa krennet.

Da fin e vuhez Talbot a oa pouner-gleo ha ligenn a ziou voe'h a oa deuet da galedi o veza stok bep noz ouz eur penn-wle ker garo.

En iliz, evel m'eo bet ive lavaret, epad an Aviel hag ar gredo zoken, e veze ato var e zaoulin noaz. O sevel eur pennadig, en dije en em ziskuizet, met ne felle ket d'ezan sevel. Unan bennak a reas eur vech rebechou d'ezan var ar poent-se, rak koll a rae e yec'hed, ha ne vije mui gouest da labourat. Talbot a respontas e berr gomzou e rafe kalz muioch'h c'hoaz a binijenn, ma c'helpet.

Karet a rae kalz ar zent o doa grët pinijennou bras. Gant est — lamm e komz anezo, eus santez Thereza, eus santez Mari an Egyptianez. « They were great girls. » « Pebez merc'hed ! » emezan (2).

(1) E Bro-Zaoz hag en Irland em'an ar c'his da eva the da bemp eur, ha gand an the e vez debret hars, amann, kuignou.

(2) Meuli a c'heller ha meuli a dilev Talbot evit e binijennou. Met m'eo ket mat d'an holl klas kozh eveldan. Ret e veze da genta gouenn kuzul digand eur beleg. An holl n'int ket gouest d'ober hevelep pinijennou. Met an holl, avat, a rank kemered skouer varnan hag ober pinijenn gwella ma c'hellont.

Avechou, o komz gand e c'hoar eus ar c'hras kaer en doa bet digant Doue, en doa e dennet eus dizurziou e yaouankiz, e lavare : « Doue eo en deus gret pep tra, hep tam mirit eus va ferz. » Aon en dese ato d'en em veuli dirag e c'hoar, pa gomze d'ezi eus traou santel.

Ker bras oa e garantez evit Doue, ma ne c'helle ket avechou he c'huzat. Lod eus e vignoned a zeuzas aon d'ezo ne gemerfe lorc'h, hag unan, eur vech, a lavaras d'ezan toler evez, rak eun enne savet ken uhel gant Doue a dle en en ziouall diouz al lorc'h. Talbot a zelaouas hep lavaret ger hag a respondas : « Awalc'h eo d'in, emezan, sonjal er zent bras evit kas pell al lorc'h diouzin, rak ne ran netra e kichen ar pez a raent. » Hag alies da c'houde e komzas eus kement-se da ziskouez n' en doa ket ankounac'h aet ali e vignon. Ar mignon-ze a welas neuze e c'helle Talbot komz heb aon eus madelez Doue en e genvre, rak eun den oa evel n'eus ket kalz, eun tempz-spered krenv meurbet.

Eur mignon all a gomzas ive eus an dra-ze d'eur beleg hag a c'houlellnas kuzul digant. Ar beleg a respondas n'eus ket en Aviel eun hymn a veuleudi par d'ar *Magnificat*, ha goueskoude ar *Magnificat* a zo bet grêt gand ar grouadurez an izela a galon, ar Verc'hez Glorius Vari. Eun ene a dle beza humbl e gwirionez evit komz heb aon eus ar grasou a reseeo digant Doue.

Pa gomzer eus yuniou ha pinijennou Talbot, e vez c'hoant da c'houzout hag aotreet oant gand e dad koyesour, ha goulemnet en doa kuzul. N'eus ket a zantelez hep sentidigez, hag eur c'hristen mat a c'houlelln ato kuzul digand e govesour.

Talbot a oa eun den aonik, lent gand ar veleien. Rener kongresion ar Verc'hez Vari e iliz ar Jezuisted, n'oa ket evit dere'hel koun anezan, ne anaveze ket zoken e hano. Rener an Trede Urz e iliz Leaned sant Fransez n'hen anaveze ket muioe'h. Hervez testeni e vignoned. Talbot a zizoloe e ene da neubent a dud, ha n'e zizoloe holl da zen ebet.

Daou veleg goueskoude hen anavezas mat. O daou int maro, ha ne c'heller ket kaout o zesteni : an Tad Walsch, Jezuist, hag an aotrou Hickey. Heman, epad an amzer hir e dremenras e skolach ar Groaz santel, a anavezas mat Maze Talbot.

An « doktor » Hickey, evel ma veze hanvet neuze, a yeas alies da gambr Talbot hag a jome eur pennad mat a amzer da gomz gantan. Ar re o deus anavezet ar beleg-se ker zantel, ken eñ, a gred stard ec'h anaveze buhez Talbot, hag eo bet heman renet hag hentchet gantan.

J.U.

PABET HON AMZER-NI, BREIST-OLL, O DEUS DISKOUEZET EUR GARANTEZ DISPAR, E KENVER AN TREDE URZ. O UNAN INT ÊT ENNAN, HAG O DEUS SKIVET HA LARET A BEP SEURT TRAOU KAER DIVAR E BENN : PI IX, LEON XIII, PI X, BENEAT XV A OA EUS TREDE URZ SANT FRANZEZ ; HAG AN TAD SANTEL AR PAB A ZO BREMAN, PI XI, A ZO IVE BUGEL DA ZANT FRANZEZ.



Bleuniou Sant Fransez

VI^e Pennad

Fransez, arôk mervel,
Vel eun tud, d'e vuget,
A skûlhas war Bernez,
Gant katz a levenez,

D'eï da chom holl gantan
E vennoz diwezan.
Met war benn Elias,
Nann, takenn na gouezas.

Bernez diskouez kaout kement a santelez,
M'en devoa evitan eun doujanz vrás Fransez ;
Eun doujanz a verve kement en e galon.
Ma rae gant plijadur meuleudi e vignon.
Eun devez, 'pad ma oa o larout e bater,
Doue a disklerias da Fransez, gant douster,
E teue an diaoulion, eur bagad mat oute,
Da ober da Vernez eur gwali vrezel bemde,
Ma renke ar sant kaez stourm, hag hep ehani,
Evit chom didamall ha tremen hep pec'h.
Dre drus ouz Bernez 'garie 'vel eur bugel,
'Vit ma talc'hje da gaout a-berz an Neny skoazell,
Skoazell da dero'hel penn dalc'hmat d'an drouk-spered,
Fransez a bedas start, a reas eun naved.
Eun devez ma oa 'ta vel-se o pedi,
Eur vouez eus an Nenvou, he c'hlevout eun dudi,
A disklerias d'ar sant spouronet da gentan,
Diwarbenn Breur Bernez, selaouit, an dra-man :

« Fransez, ma mignon ker, e krenez ? 'Vit-petra ?
 Ardou an drouk-spêred 'c'h ay abred da netra.
 « Ma deu diaoul an ifern, an diaoul hag e bevar,
 « Da ober da Vernez kement all a c'hlac'hар,
 « Ez eo a-berz Doue, evid hen kennerzi;
 « E gurunenn, eun de, a skedo ive mui.
 « Abred pe divezat e teuy an trec'h gantan,
 « Rak d'an Nenvou ec'h ay 'n eur guifât ar bed-man. » —
 O klevout kement-se, Sant Fransez a dridas
 E galonig a sant gant eul levenez vrás.
 Ha ma karie Bernez, adalek an de-se
 'Yreas e garante war greski c'hoaz bende.
 N'eo ket eur wech na diou, 'pad e vuhe, aman,
 Met goude e varo, hen diskouezas d'ezan
 Gant e gorf, o klevout evel c'houez ar maro,
 Ma renkje, arôk pell, larout e genavo,
 Evel en amzer goz, Jakob an ozac'h-meur,
 Endro d'e wele plouz, bodet e genvreudeur,
 O daoulagad beuzet en eur mor a daerou,
 Gant an dristidigez rannet o c'halonou,
 O sonjal e kleojent prestik eur c'himiad,
 Hini o zad karet, ar bed-man o kuitât,
 Fransez, en eur sevel diwar e dammik plouz,
 A c'houllas evel-hen digant e dud, didrouz.
 « E pelec'h eman 'ta, breudeur, ma mab henan ?
 « En an 'Doue, ma mab, o ! tostât aman,
 « Ma roin d'ec'h dioustu, diwar ma holl madou,
 « Ar c'haeran, ma bennoz, kent 'rin ma zalarou. » —
 Bernez, an den santed, a oa pell diouz kredi
 E fellle da Fransez, neuze, hen dic'haoui.
 Ma laras, 'n e skouarn, sioulik, da Elias
 Karget da ren an Urz, d'hen ren 'vel vikel-vras :
 « En tu dehou d'hon Zad kaez, n'em lakit hep gortoz,
 « 'Vit ma roy d'ec'h ma breur, gant kalon, e vennoz. » —
 Elias a sentas; ha Fransez, e weled
 Dre forz skuilhan daerou, siouaz gantan kollet,
 A lakas e zorn dehîou, 'n eur daston, war e benn,
 Hag a laras dioustu, bet d'ezan sklêrijenn :
 « Gortozit eun tamnik, gortozit, pa laran,
 « N'eo ket heman, sur mat, nann, penn ma mab henan. »
 En tu kleiz d'ar gwele 'yeas dousik Bernez,
 Hag e ziouivrec'h e kroaz e astennas Fransez.
 E zorn dehou a lakas war benn Bernez neuze,
 Hag e zorn kléiz, kouls all, war e benn d'egile.
 « Ra deuy Doue an Tad, dre Jezus Hon Salver,
 « Da skuilhan warnoc'hou, Bernez, o ! ma breur ker,
 « E c'hrasou ar c'haeran, hag ouspenn, e vennoz
 « Evit mad hoc'h ine, eus lein ar baradoz.
 « Eus ma holl genvreudeur, c'houi eo ar mab henan ;
 « En Urz savet ganin, n'hoc'h ket deut ar c'hentan !
 « N'oc'h eus ket roet d'imp skouer vât e peb amzer,
 « Dre holl hag e peb lec'h 'vel gant den ne gevez,

« O heuilhan Jezus-Krist, dre ho puhe santed
 « En hent a baourente merket en Aviel !
 « N'hoc'h eus ket c'houi roet, hep mar, na marteze,
 « Dre garante 'vitan a-grenn hoc'h holl leve ?
 « Roet 'c'h eus en tu-hont, 'vel eur prof ar c'haeran,
 « En hon Urz, da Zoue, ho puhe hag ho poan,
 « Ra deurvezo eta Jezus-Krist Hon Salver,
 « Da badout da viken, rei d'ec'h e c'hrasou kaer.
 « Ha me, an diwezan eus e servijerien,
 « D'ec'h a roan iye ma bennoz penn-da-benn,
 « Ma vejet gante holl eûrus e peb digoue,
 « En noz kouls hag en de, hed-ha-hed ho puhe.
 « Ra vezò benniget an nep ho pennigo
 « Ra vezò, kastizet an nep ho milligo.
 « E-touez ho kenvreudeur dalc'hit ar plas kentan.
 « Ha c'houi, ma breudeur ker, sentit dalc'hamat outan.
 « Lezel a ran ganech'ma galloud, ha ganti,
 « D'an nep a blijo d'ec'h, 'tigorjet dor hon zi.
 « Hon Urz, eus ho kwellan, a renfet hoc'h unan,
 « Kuit da vreut all ebet da renkout da bleagan.
 « En tu ma deuy bende, da c'houezan an avel,
 « 'Kerzhet 'vel m'ho po c'hoant, e tigorjet ho kouel.
 « Ha mar fell d'ec'h aman, du-hont, chom da diskuez
 « Ne vo gér da larout, ober 'refet ho kiz. » —
 Da gomzou Sant Fransez, adaleg an de-se.
 E talc'has, gant kalon, dalc'hamat e Yugale.
 Ha goude e varo, e karjont Breur Bernez.
 'Vel 'kar bugel e dad, gant doujanz, levenez.
 Ha war e dremenvan, pe 'n em gavas d'e dro,
 E vreudeur, a-vagad, a deuas a bep bro,
 Rannet o c'halonou, beteg e vanati.
 En o zouez 'n em gave, glac'haret, Breur Jili.
 Adalek ma welas, war e wele, Bernez,
 E lavaras, raktal, gant kalz a levenez :
 « Sursum corda ! Savit ! Ya ! Savit ho sellou,
 « Ho spêred, ho kalon, e-trezek an Nenvou. » —
 « Ha Bernez, war an taol, a laras evel-hen,
 Da unan eus ar re a oa en e gichen :
 « Bezit ar vadelez da boursezi, brennan,
 « Eun tamn kogn da Jili, ma c'hallo predieran,
 « Gant ar muian evez war gement a welo. » —
 Ar manac'h, ouz ar sant, a sentas gant affô.
 Ha Bernez, pa welas e varo o tostât,
 A c'hoantaas sevel d'ober e gimiad.
 Evel eur barr deilhou, ar paourkaez a grene ;
 Hep skoazell, n'alle chom zoken en e goaze.
 Setu aman brennan ar c'homzou kaer kouezet
 Diwar e vuzellou disliv, hanter skornet :
 « Ma bugaligou gaez, ma breudeur ken karet,
 « Seut c'houi holl eta endro d'in 'n em vodet ;
 « N'allin ken, nann, sur mat, nann, komz ganech' gwali bell,
 « Blank kaer eo ma zamm korf, dare on da verval.

« Pouezit erva et, lakin dôn 'n ho spered
 « Ar stad kaer a vuhe am eus laouen heuilhet,
 « Ar vuhe a vanac'h, ho puhe c'houi ive.
 « Ha breman ma santfec'h evrusted ma ine,
 « Kouls ha me, ho kalon a vefe e dudi,
 « Ho levenez hep mar a vefe ma hini !
 « O ! Ya ! ma breudur ker, ma c'halon 'zo breman,
 « Breman ken evurus, o kuitât ar bed-man,
 « Ma ne c'houllfen biken nag evit priz ebet,
 « Hag e teufe d'am yalc'h talvoudegez mil bed,
 « Mil bed evel heman, hag hen, c'houi oar, ker kaer,
 « Bezan bet eur mestr all 'lec'h Jezus Hon Salver.
 « Ha breman e fell d'in diganech' goul pardon,
 « Pardon, dirak ar Groaz, pardon, a greiz kalon,
 « Ma teurvezo Doue, ma ine peurwalc'h,
 « Ha d'in me, pee'her paour, pem-d'a-benn pardoni.
 « Ha c'houi, ma breudeur ker, o ! en an 'Doue.
 « Bezit karantezus an eil 'vid egile. »
 Evel-se Breur Bernez 'reas e gimiad.
 D'e vreudeur 'roas c'hoaz ouspenn eun ali mat.
 War e wele., neuze, en em lakas astenn,
 Brevet e dammik korf, met e ine laouén.
 Ha setu tal ar sant o tont 'vel da skedi,
 Ma oa vid e vreudeur hen gwelout enn dudi.
 O ! Ya ! hep martize, eur sant bras a varve,
 War e benn sakr al liou eus kaerder e ine.
 Hag e varvas Bernez, evel ma varv ar sent.
 E ine evurus a gemeras an hent,
 Da vont a denn-askell, da vont a-dreuz an èr,
 Evel eun alc'houdier, da c'houll digant Sant Pèr,
 Digant Sant Pèr digor da vezan kurunet
 Gant ar sent, an ele, e palez an Drinded.

P.J.



Ar 7 a viz Gouere

An den evurus Davanzat

PERSON

eus an Drivet-Urz

(1200 — 1295)

Adoromp hon Salver Jezus-Krist, skouer ar veleien : Jezus a oa dous, izel a galon, glan ha troet krenn gant al labour an nevoa bet karg d'ober digant e Dad. Ar beleg a dle dalc'hmad klask kerzout war roudou e Zalver, ha kizzellan en e ine skeuden ar beleg parfet ac'h è Jezus. Neuze, e gwirione, e vo a-us d'ar bobl kristen n'eo ket hepken dre an enor a ro d'eau e velegiez met ive dre e zantelez. Gwejall, e lennomp e levr ar Roue, Saul, dibabet gant Doue da vean Roue war e bobl a Israël, a blijas d'e zujidi raktal pa weljont anean, dre ma nevoa treuz e benn war an hini brasan dioutê. Ac'hanta ar beleg ive, evit ober frealzedigez an ineou an neus kemeret karg an, a dle kaout warné holl treuz e benn war leuren ar zantelez. Evit ar pez a zo gwir, ma renfe eur vue direiz, e-tuont d'ar fent, e vije mez o welet anean o krapat ken uhel da ziskoue d'an holl e fallente; *Sedes prima et vita ima*, eme Saint Bernard.

An den evurus Davanzat na oa ket hep gouzout kement-se. Gant pebez preder e poanias da c'hreian e ine a vertuioù. Gwelomp dre benoz e pignas war skeul ar zantelez ha penoz e teus da vean skouer an holl veleien.

I

Penoz an den evurus Davanzat a zavas d'ar zantelez

Sant Fransez a zo bet unan eus an dud ar muian galloudus da dennen d'e gât an ineou. Na wêler den ebet en ister ar bed holl da vean, kement hag hen, entanet ha goneet ar c'halonou, den ebet kement hag hen da vean hadet ha dastumet en ken nebeud a amzer eun eost a zantelez hag a zakrifisou. Dre e ijin hag e vue, en neus adsavet an Iliz ha dreizi adneveaet ar sosiète, memes hini ar skrivagnerien hag an ijinerien. E gwirione, tremen a re gant an holl evit bean den Doue, hag outan e vije sentet evel ouz mouez ar Spered Santel.

Davanzat a oa e kreiz e yaouankiz, eur bla war-n-ugent an nevoa, pa dremenans Sant Fransez dre Boggi-Bonzi, keriaden elec'h ma oa o chom. En ar Zant a reas eur burzud eus ar brasan, lakât eun den tost ingravet gant an arc'hant, Luchesio e hano, da zilezel e dech fall. En gwirione, Luchesio, tenereta e galon, a werzas e holl vadou, ha Sant Fransez a ziazeas warnan e Drivet-Urz hag a roas d'eau otre da zigemer ebarz an neb a garfe.

Kement-se a lakaë Davanzat d'en em-zonjal : na n'eus ket ezomm da vean souezet e vefe bet goneet gant ar wel eus Sant Fransez, rag glan e oa chomet dre ma oa bet savet gant tud, kristien eus ar gwellan, gant kalz a breder. Aboue ma oa bugel, e oa troet e spred trezeg ar velegiez; ar bed gant e blija-

duriou a sponte anean; aon an nevoa da goll ar c'hoant bras diwanet en e galon da vean beleg.

N'eus ket eta da vean souezet o welet anean o tont da vean unan eus kentan diskibien Luchesio en Drivet-Urz : pebez kammajou na reas ket war hent ar zantelez dindan daoulagad eur mestr ken troet war ar berfekzion, aboue ma oa bet diframmet e galon diouz tre skifou diaoul an arc'hant.

Pebez dudi ive evit hon den evurus an de ma reas an Eskob eur beleg gantan ! Setu hem bremant beleg, ha beleg herve kalon an O. Doue, rag gouzout a ra e tie eur beleg bean eur zant evit gallout ober zent ganf an dud a ve roet karg ane d'ean, « Sanctus sanctos officios ». Hag e sonjas 'n em santelat da gentan arrok klask henchan an dud all war hent ar vue barfet : n'e ket diskoué d'e gant ar biz pe dre gomz pelec'h mont, met kerzet dirakha ha neuze ec'h eont da heul. Gouzout a re e tie chom unanet gant e Vestr Jezus e kreiz e labour, hag e tremene kalz a euriou eus an de o pedi ouz troad an Oter, evit komz da Zoue eus kristenien e barrouz, pe oc'h ober pinijen evit o fec'hejou. En gwirionne, bean e oa eun dasprener ineou, eur Zalver evit an dud fiet ennan.

O ma Doue, gret ma vo er parrouziou holl beleien evel an den evurus Davanzat. Gret ma trofont holl ijin o spered hag holl nerz o c'halon da zevel krav ar zantelez.

II

An den evurus Davanzat a oa skouer ar veleien.

Pa vije ouz an Oter, an daerou a skuilbe dirag e Zalver, diskennet eno dre nerz e gomzou, a denerae kalonou an holl hag a garge ane a garante birvidik evit an O. Doue. Harz a reas, dre e binijennou garo, e gorf da gemer an trec'h ha da vean re dirézon : taillhan a re d'ean ar boed hag ar c'houesk, ha kaj a re anean war arrok a delliou skourje houarn. E barrouzianis a gerze war roudou o ferson santel.

Pebez skouer evit ar veleien ! N'ankouaomp ket ec'h e ar beleg kannad an O. Doue war an douar. « Neuze eta, a lavar d'imp : Sant Bonaventur, eur beleg a die bean henvil ouz Doue en tri dra : Dieoul a ra kaout ar memes spered hag ar memes ioul, evit na c'hoantao nemet ar pez a c'hoanta Doue, ar memes galloud ive, evit e dud, hag ar memes hue evit lakat dindan daoulagad ar gris-tinen skouer an holl vertuiou.

Ouz an Oter, an pastor mad man a studie hag a gomprene maioc'h mui an Oan divin a oa 'n em roet d'ar maro evit silvidigez ar bec'herien, ha setu perag hen ive en em westle da Zoue evit pec'hejou e bohl.

Setu aze spered hon relijion gristen, evel ma lavar Leon XIII : « An ineou mad en em ginnigfe da Zoue evit paean, dee o foaniou, skoden ar bec'herien a rentfe d'an Iliz ar brasam servij a c'halfent ober. » Setu aze ive spered Sant Fransz, a re d'e gorf gouzany ar pinijennou enzusan evit pec'hejou an dud a Iliz a oa deut da vean marc'hadourien zakramanchou.

E-tuont d'e bedennou ha d'e binijennou, ar zant a re d'e barrouzianis e aluzennou diniver. Gouzout a re e c'hall Doue rei dale'h-

mad hep paourât tam tam ebet. Unan eus e skolaerien a re, war e urz, an aluzen da gement paour a dremene ha koulzcoude an treou n'ent ket war goac'h han ; mont a reas ar skolaer da laret d'e vestr ar burzud c'hoarveet : « Petra a zo souezus en kement-se ? a laras ar beleg santel ; perag ? Hag-en hoc'h eus ankouet en neus laret Hon Salver : « date et dabitur vobis », « roet hag e vo roet d'ec'h ? »

O ma Doue, distaget diouz an arc'hant an holl c'halonou, rag an hini a zo troet gant an arc'hant a varvo en e dech, ma na ret ket eur burzud evit ia'hant anean.

Roet d'imp, o Jezus, kalz a bersoned o c'halon war o dorn, evel an den evurus Davanzat.

Peden. — Jezus adorabl, ni ho ped, roet d'hon beleien donezon kaer ar beden galonek, evit ma kemerfont pep beure ouz an Oter hoc'h urziou evit an de hag evit m'o devô an nerz-kalon da gas ane d'an ineou o deus bet karg ane.

Menoz. — Me a bedo kaiz, war goulou an Iliz hec'h unan, evit ar veleien a zo en penn ar parrouziou, evit ma vefont dalc'hmad pastored dign ouz Jezus, ar Pastor mad.

Boked. — « Deut d'am c'hât, c'houi holl hag a zo poaniet ha sammet, ha me a rei konfort d'ec'h » (Matth. XI, 28).



Sonjitz ervat

Ar c'hwechvet eurusted eus an Aviel.

Sonjitz : hor Zalver Jezus a lavar d'emp : « Eurus ar re a zo glan a galon, rag gwelet a raint Doue. » Ar galon eo eienien ar vuez. Pa vez glan ar galon, e oberou a vezou ive glan ; ha pa vezou ar galon e oberou ne c'hellont ket beza santel.

C'houi zo dibarbet, c'houi vel n'e ket santel awalc'h hoc'h obe-rou, diaoust ha n'e ket abalamour ho kalon n'e ket yae'h ? Setu eno ar pez a vir ouzoc'h da danva ar gwir eurusted.

Sonjitz : eur galon gian, ne glask nemet plijout da Zoue, ne gar neira nemet e Doue hag abalamour da Zoue. Eur galon a zo evelse a zo ato yae'h. Ar sonj eus eur zantelez ken huel na dle ket ho spousta, met ho kemmerzi, rei d'ec'h muioch'a galon. Gant gras Doue e c'hellit eas « e c'haout, n'oc'h eus d'ober nemet reiza mat ho polonetz.

Sonjitz : pegen eurus eo an dud a zo glan a galon, gwelet a raint Doue, n'e ket hepken er bed all, met ive war an douar-ma, rag Doue a roi d'ho spered grason a sklerien a rei d'ezo E velet e kement a raint hag a sonjin.

C'houi gav tenn ar beden a galon, an oberou santel, diskwez a rit n'e ket glan awalc'h ho kalon. Keit m'hen dezo ho kalon eur c'hoant bennag-er meaz a Zoue Doue n'en em ziskwezo ket d'ec'h.

G.S.



LOURD, katekiz beo

C'HOUEC'H VET DEVEZ

Lourd hag an Elez.

Pa vez kaer an noz goude prosesion ar goulou, selaouit kan ar « *Gredo* » o sevel varzu an nenv diouz plasen ar Rozera :

« *Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem.... Me credi et Doue an Tad Oll. — C'halloudek.* » Setu aze eun diverra eus ar guirioneziou hon deus taolet pled enno en deveziou tremenet. Ar c'homzou-ze o deus great d'eomp ober eun akt a feiz en eun Doue Oll-C'halloudek hag a c'houarn gant madelez ar bed en deus krouet, en eun Doue hepken e tri bersonach.

Mes goude beza saludet Doue Ennan E-unan ar « *Gredo* » a zaluad Doue en e oberou. « Doue a zo krouer an nenv hag an douar, krouer an traou a veler hag an traou ne veler ket. » Anaout a reomp an douar hag ar grouadurien a veler ennan ha gouzout a reomp ez eo an den o roue; mes ar aroak komz outan chomomp herio da zonjal er grouadurien ne veler ket, e krouadurien an nenv, en elez.

Setu aman kelennadurez an Iliz katolik.

Hor skiant a lavar d'eomp kement-man : peguir ez eus krouadurien hep spred evel ar vein, an houarn ha traou all evesle ha krouadurien hag a zo korf ha spred evel an dud, e tie, kaziant sur, beza iveau krouadurien ha n'int nemet spred. Ar pez a lavar d'eomp hor skiant, ar feiz hen desk d'eomp evel ar viarionez : bez' ez eus sperejou pur hanvet elez.

Ar sperejou-ze n'int ket evel hon eneou, staget ouz korfou. Guelloc'h int eta egedomp dre natur. N'eo ket red d'ezo, evel d'eomp-ni, kasklar virionez : guelet a reont anezu deustu. Disklabez a gorf, ar sperejou pur o deus kalz muioc'h a c'halloud egedomp var ar c'horfou.

An elez a zo bet krouet gant Doue eun tammik ar aroak an den ha savet kerkeut dreist o natur evit ma c'helljent. guelet ha tizout Doue. Red e oue d'ezo goulskoude meritout o eurusted en eur blega da volonbez Doue. Siouaz ! lod eus an elez, Lusifer en o fenn, ne fellas ket d'ezo plega; ar re all da heul sant Mikeal a jonas a du gant Doue hag ar re-man a stlapas ar re-ze en ifern-

Bez' ez eus, abaoe, daou seurt elez : re vat ha re fall.... O guelet a reomp azalek ar penn kenta eus ar bed : an eal fall, an diaoul, a gemer furm eur sarplant evit lakat Eva da bec'hi; an elez mat a gas Adam hag Eva diouz baradoz an douar abalamour d'o fec'hem.

Komzomp muioc'h divar benn an elez mat. Kaoz 'zo outo alies er skritur-zakr e leac'h ma velomp anezo o veuli Doue hag oc'h ober e gefridiou e kichen an dud. Gouzout a reomp ouspen en deus Doue roet da bep himi ac'hanoomp eun eal evit e zioulan, evit a zifin hag evit e gentelia. Kredi 'c'hellér zoken ez eus eun eal gardian o tioull pep rouantelez, peb eskopti ha peb parrez.

E Lourd, ar pec'herin a zigouez dre an nor vrás var zouar ar Verc'hez gloriis Vari a zo digemeret gant an tri arc'hel a ouezomp o hano hag o micher : o skeudenヌ a zo dirazan.

Er c'heriez ema **sant Mikeal** o roi lamm d'an diaoul. An arc'hel-ze a zo eal gardian ar Franz : hag evit guir, pa oue red tenna hor bro a zindan yeo ar Zaozon, sant Mikeal eo a deuas a berz Doue da c'hervel ha da gelen Jann d'Ark.... E skeuden a zeblant lavaret d'ar pec'herin : « Tostait heb aon; an diaoul n'en deus netra d'ober aman; deuet e oue, kerken ha m'en em ziskouezas Mari, da glask trompla an dud; mes me iveau a zo deuet ha me an eus e gaset kuit : bezit dinezac'h var zouar Rouanez an elez. »

En tu deou ema skeuden **sant Rafael**, an arc'hel a hent-chas ar paotr yaouank Tobiaz en e veach : baz ha koulourden ar pec'herin a zo gantan. Choui hag a deu marteze eus a bell, trugarekait eal ar beachou da veza diouallet ac'hanooc'h ha goulenit digantan diaoull ac'hanooc'h e Lourd ba var hent ar ger.

Erfin, an trede skeuden eo hini an **arc'hel Gabriel** : daoust ha n'ema-hi ket en he flas var dreujou douar an « Ave Maria ! ». Hen eo en deus digaset an « Ave Maria » var an douar pa deus da zahudi Mari. Lenn a c'hellit an « Ave » var al levr a zo gantan en eun dorn, epad ma say e zorn all da ziskouez d'eoc'h an nenvou.... ha tour an iliz-veur e leac'h ma son bep heur an « Ave » en deus desket d'an dud, an « Ave » a gan ar c'hleyer var don ken anavezet « Ave Maria » Lourd.

Mar ho peus c'hoant da c'houzout pegen henoret ez ean an elez e Lourd it da iliz ar Rozera : uz an aoter vrás, en dro d'ar Verc'hez e velfot eun niver bras a elez o renta honer d'o Rouanez. Grit goudewe an dro d'an iliz : var bemzek taolen ar Rozera ez eus elez oc'h ober eur gefridi bennak var an douar pe o kana ehars trou an aotrou Doue er baradoz.

Erfin, pa z afot d'ober hent ar groaz, chomit eur pennad a zav dirak an eal a zo e toull an hent; eur groaz a zo gantan en eun dorn; an dorn all a ziskouez hent ar groaz. Hon eal gardian a ra kement all : hentcha 'ra ac'hanoomp var an hent tec'h a gas d'an nenv ha sikour a ra ac'hanoomp da zougen hor c'hoaz. Saludomp an Hini a zo Rouanez an elez ha pedomp anezu gant humilite da lakat labour hon eal gardian da dalvezout evit hor zilividigez, evit ma c'hellimp eun deiz gant an eal-ze kana be meuleudi er baradoz.

SKOUER

Seurez Santez Helena, eus urz leanezed Intron Varia
an Dreilh e Lil.

D'ar bloavez 1919, ar Seurez Santez Helena oajet a c'houec'h vloaz var 'n ugent a zantas, goudé he frejou, poaniou kriz en he stomog, poaniou hag a lakeas anez hag dale da zistaoi kement tammoù boued a gemere, poaniou ha ne deue nag al leaz nag an diskui a benn outo. Tri bloaz goudé, ar poaniou-ze a greske c'hoaz hag ar Seurez a zistaoe allies kalz a wad.

O velet an dra-ze, daou rejant eus skol-veur ar vedisined e Lil, an aotroned Baltus ha David, a lavaras e oa eur gouli en he stomog hag a roas d'ezi louzou.

Ar paourkeas leanez ne zaye mui diouz he guele ken dinerset ma oa. He devezez hag he nosveziou a oa evel eur verzerinti padus.... Gouli ar stomog a zo eur c'hlenvet hag a c'bell parea, mes gant hir anzer, gant louzeier implijet mat hag abred awalc'h.

Evit seurez santez Helena n'oa esperanz ebet da barea rak re templ e oa dre me'n doa kollet re a wad. Ar vedisined, dic'halloud da derri he foan ha da roi d'ezi eun tammik nerz a amzavas ouz he zuperiorez e tee beza tost ar maro. — Al leanez a lakeas neuze he oll fizianz e Rouanez an elez. Mont a reas da Lourd d'ar 24 a viz eost 1922 gant klanvourien he eskopti. Ar veach a oue kalet : ar glanvourez a zistaolas gwad e Bourdel.

D'ar 26 a viz eost, gweet atao gant ar boan stomog, ar seurez a yeas da glevet an oferen d'ar Grott. Eun tammik ar arok ar goreou e one bunet d'an daoulin, hi azezet; distroi a reas, soucet, da velet piou en doa bunet anez, mes ne velas den hag he foaniou a oue skrijus betek fin ar goreou. Mes neuze en eun taol ar boan a gouezas hag, emni he unan, ar seurez a zonjas e oa pare.. Ne germeras goulskoude epad an deiz-se nemet leaz ha gwispid. Antronoz avat e tebras evel ar re yac'h.

Abaoue, al leanez eurus en deus lezet pep louzou a gostez; he boued ne jom ket var he stomog; kemeneret a ra guin, bier ha kafe; gounezet en deus peder lur en eur ober sez zizun. Ar seurez Santez Helena a zeblant beza yac'h; he liou a zo mat hag he nerz a zo deuet d'ezi en dro. Pareet eo bet en eun taol eus eur gouel hag en doa stourmet ouz louzeier ar vedisined; pareet eo bet eta a ziavez lezennou an natur. F.G.

LEON XIII, HANYET, GANT GUIRIONEZ, PAB AN TREDE URZ, EN DEUS LABOURET EVEL EUN ABOSTOL, EVIT E LAKAT DA GRESKI, DRE AR BED : KASET EN DEUS PEVAR LIZER-MEUR D'AN OLL ESKIBIEN, EVIT O FEDI GANT NERZ DA ZEVEL AN TREDE URZ EN O ZEMINERIOU HAG EN O FARREZIOU; EVIT PEDI AR GRISTENIEN GUIRION DA VONT EBARS. KEMENT A C'HOANT EN DOA D'E WELET O VLEUNIA E PEB LEC'H, MA REAS C'HOAZ E VEULEUDI, EN EUR C'HANT BENNAG A BREZEGENNOM, PE A LIZERIOU BIHAN.



Induljansou an Trede-Urz

Oc'penn an Induljansou merket e taolenn ar Zent, Breudeur ha C'hoarezed an Trede-Urz a c'hell gounid epad ar miz eun Induljans plenier pe eun Induljans vraz :

- I. — Da ze asamble ar Vreuriez.
- II. — Eun de all epad ar miz, d'an de a bilo da bep hini.
- III. — Ar sul diwean ar miz, evit ober bemde eur c'hard eur peden a galon (*oraison*).
- IV. — D'ar c'henta gwener ar miz, o 'n em voestla da Galon Zakr Jezuz hag o renevez ar Brofesion.
- V. — D'ar c'henta sadorn ar miz, o klevet an oferen en enor da Were'hez Vari konsevet hep pec'het.
- VI. — Bemde, o laret ar beden hanvet « *Kurmen Bugale Sant Fransez*.

An Absolven jeneral

Evit gounid Induljans vras an Absolven jeneral eo red : kovez, komunia ha pedi 'vit hon Tad Santel ar Pab (*5 Pater, Ave, Gloria Patri*).

- An Absolven jernal a c'hell bean roet :
- I. — Er gador-gavez, goudé ar govezion, dre eur bedennig verr, gant peb belek, adalek ar mintin kent ar gouel, bete hanter-noz an de diwean euz an eizved de warlerc'h.
 - II. — Er mèr ar gador-gavez bep ret dre ar beden vraz, eun de a-rak ar gouel, adalek kreiste hag epad ar zun warlerc'h.

Ar gommumion ive a c'hell bean graet de ar gouel, pe an de kent pe unan euz ar sezid de warlerc'h, heb na ve rekiis ober anez an de ma resever an Absolven jeneral. Gound a rer an Induljans pa ve graet an dra diwean a zo goure'hmennet. Hag evelse evit an Induljansou all.

All.

Eun Induljans n'hell bean gouneet, nemet evidomp hon-unan pe evit an anaoun.

Cum permissu Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.



Sant Bonaventur ha Sant Thomas

Bloaz kenta

Miz Eost 1927

Niverenn 8



Ra vez meudet Jezuz Krist !

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Ar Weng'hez savet d'en Nenf.....	137
Buhez Sant Fransez a Assis.....	138
Sant Rok a Vannes.....	140
Induljans er Porsionkul.....	143
Bleunioù Sant Fransez (VII Pennad).....	145
Pedemp evit hon anaon.....	147
Buhez Maze Talbot.....	148
An Tadou Kapesined.....	151
An Eured Kristen.....	153
Lourd, katekiz beo.....	154
Kelou mat.....	156

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c. : 46.28 NANTES

Priz : daou skoned ar bloaz.

MIZ EOST

- 1 Lun S. Per en Ereou.
 AN DEN EURUS PER JULIAN EYMARD, kovez, eus an Trede-Urz,
 2 Meurz PARDON BRAS ASIZ. — Indujansou ar Borsionkul.
 3 Merc'her .. Relegou S. Stefan, kenta merzer adkavet.
 4 Yaou S. Dominik, kovez. — I.P.
 AN DEN EURUS FRANSEZ SICKI kovez, eus an Trede-Urz,
 5 Gwener ... Gouel Itron-Varia-an Erc'h.
 6 Sadorn .. Jezuz-Krist war Mene Thabor.

- 7 Sul Navel Sul goude ar Pantekost.
 AN DUD EURUS AGATANI HA KASIAN merzerien kapusined. — I.P.
 AN DEN EURUS VISANT kovez, eus ar Chenta Urz.
 8 Lun S. Siriak hag e Gompagnunze merzerien.
 9 Meurz S. YAN-MARI VIANNY, kovez, eus an Trede-Urz.
 AN DEN EURUS YAN A FERMO, kovez, eus ar Chenta Urz.
 10 Merc'her . S. Laurans, merzer.
 11 Yaou S. Tiburs ha Santez Suzanna, merzerien.
 12 Gwener ... SANTEZ KL'ARA A ASIZ, gwerc'hez, en deus savet an Eil Urz. — A.J. — I.P.
 13 Sadorn ... Vijil Gouel Maria Hanter-Eost (na iun na vijil).

- 14 Sul Dekvet Sul goude ar Pantekost.
 AN DEN EURUS SANCTIS, kovez, eus ar Chenta Urz.
 15 Lun GOUEL MARIA HANTER-EOST. — A.J. — I.P.
 16 Meurz S. Joachim, Tad ar Werc'hez Glorius Vari.
 17 Merc'her .. S. Hiasint, kovez.
 18 Yaou AR PLACH' EURUS PAULA MONTALDI, Gwerc'hez eus an Eil Urz.
 19 Gwener ... S. LOEIZ A DOULOUS, Eskob eus ar Chenta Urz. — I.P.
 20 Sadorn ... S. Bernard, kovez, ha Doktor.

- 21 Sul Unnekvet Sul goude ar Pantekost.
 22 Lun Eizvet Gouel Maria Hanter-Eost. — A.J. — I.P. diwar-benn
 ar 7 JOA AR WERC'HEZ VARI.
 AN DEN EURUS TIMOTHE, kovez, eus ar Chenta Urz.
 23 Meurz S. Philipp Beniti, kovez.
 24 Merc'her .. S. Berthele, Apostol.
 25 Yaou S. LOEIZ, Roue Frans, Paeroun ar Vreudeur an Trede-Urz.
 A.J. — I.P.
 26 Gwener ... S. ROK, kovez, eus an Trede-Urz.
 27 Sadorn ... S. JOSEF KALASANZ, kovez, eus an Trede-Urz.

- 28 Sul Daouzekvet Sul goude ar Pantekost.
 29 Lun S. Yan Badezour dibennet.
 30 Meurz Santez Roz a Lima, gwerc'hez.
 AN DUD EURUS YAN HA PER, merzerien eus ar Chenta Urz.
 31 Merc'her .. S. Raymond Nonnat, kovez.



Ar Werc'hez savet d'an Nenv

Var dou : Ni ho salud, o leun a c'hras.

1
 O deiz kaer ! pa zeugas Doue
 D'ho kervel da zudi an Nee !
 Mari,
 D'ho kervel da zudi an Nee !

2
 « Tremenet eo 'vidoc'h ar goany. Ho korf sakr 'zo ken digailhar,
 Ha dispak splander goant an hanv. Ma n'ell ket chom 'bars an douar.

3
 Tremenet eo an amzer fall,
 Ar glao yen, ar c'houmoul tenval. Gant ho korf ha gant hoc'h ene,
 Savit 'ta, betek lein an Nee.

4
 Tremenet amzer an daelou, Deut buhan, mignonez karet,
 Ar gwelvan hag an hirvoudou. Ma viot brennan kurunet.

5
 Tremenet amzer ar glac'hар, Kurunet, evel Rouanez,
 Ar boan gris, var menez Kalvar. Var an dud ha var an elez. »....

6
 N'o peus mui, breman da c'hortoz, Eus ho trôn, var ho pugale,
 Nemet joa 'bars ar Baradoz. Grit eur zell leun a garante.

7
 Lavarit : « Kenavo, Bethlem,
 Nazareth ha Jeruzalem ! » Diouallit n'ez afemp da goll;
 Hor mirit diouz ar bed diroll.

8
 Hoc'h ene a zo ken skedus, Ma vezimp bodet eun devez,
 Ma 'z eo trèc'h d'an elez eurus. En dro d'eo'h, eurus 'n ho palez.

BASTIEN.

—————*

Buez Sant Fransez a Assis

EIL PENNAD (*Kendalc'h*)
FRANSEZ EN EM RO DA ZOUE

KENTEL 9. — Per Bernadone a ra rebechou d'he vab. — Kaout a ra he arc'hant en dro. — He c'hervel a ra dirak ar Barner.

Pa zisroas Per d'ar gear, ez eas en egar o velet e oa goullo ar gaoueo : al labous a oa mijet kuit. Ober a reas da Bika rebech var rebech, hag e tisklerias d'ezhi : « Pe hor mab a devio da veva ganeomp ama adarre, pe m'her c'haso pell diouzimp. » Hag e redas da Zant-Damian : eno e kavas he vab.

Krenveat gant an nerz en doa resevet digant Doue e koulz he retréd Fransez ne dec'has ket en dro-man : choum a reas dispoount dirak he dad. Ha pa oue rebechet d'ezhan he vuez, pa oue gourdrouzet da veza kaset kuit, e respouatas seder : « Peoc'h d'in, tad, gant ar rebechou hag ar gourdrouzou-ze ! Prest oun da c'houzany peb tra, dre garantez evit Jesus-Christ. »

Souezet er penn kenta, Per a reas neuze he zoij da c'houlen ma vije rentet d'ezhan en dro arc'hant an dillad hag al loen en doa guerzet he vab e Perous. Guelet a reas an arc'hant-se varizen ar penestr, ha kerkent her c'hemeras evit he gas ganthan. Ma n'en doa ket bet he vab, en doa, da viana, bet he arc'hant.

Evit miret na zeufe Fransez d'ober kement all en amzer da zont, Per Bernadone her galvas dirak renerien kear. An den yaouank a respouatas : « Me a zo en em roet da Zoue, ha dre-ze, barnerien ar bed n'o deus netra da velet varnouen. Pa 'z eo guir oun da Zoue, n'ez euz nemet an Aotrou 'n Eskop hag en dese guir d'am barn hiviziken. »

Fransez en doa eur fizians vras en Aotrou 'n Eskop, rak hen a oa rener an den yaouank, ha mad e oa bet atao evit mab Per Bernadone. Sonjal a rea e c'helle Fransez bez a galvet gant Doue d'ober traou bras, rak an den yaouank en doa resevet dija merkou kaer a garantez digant Hor Valver Jesus-Christ.

Gervel a reas eta Per Bernadone hag he vab da zont dirazhan. « Mont a rin, eme Fransez dioc'htu, da gaout an Aotrou 'n Eskop, rak hen eo tad ha rener an eneo. »

KENTEL 10. — Fransez a ro he zillad d'he dad dirak an Aotrou 'n Eskop. (1207)

Pa oue an tad hag ar mab dirak an Aotrou 'n Eskop, beman a lavaras da Fransez, gant dousser : « Va mab, da dad na bliij ket d'ezhan ar vuez a renes bremen. Drouk en deus ouzit. Rent d'ezhan he arc'hant. Bes fizians e Doue, hen a brijo gantban pourvei d'az ezmon, evit mad he Iliz. »

Kemmerzet gant ar c'homzou-ze, Fransez a zav : « Aotrou 'n Eskop, emezhan, renta a rin d'am zad kement tra a zo d'ezhan, hag an dillad memez a zougan. » Ar zant a 'z a kerkent en eur gampr all, a zivisk he zillad divar c'horre, hag a zistro dirak an Aotrou 'n Eskop hag an dud gant eur c'houriz reun hebken en dro d'he



groaz-lez, ha var he zivesker. Teurel a reas he zillad brao var leur ar gampr vras, gant eun nebeud peziou aur varnho, bag e lavaras neuze : « Beteg hen-em eus great va zad euz Per Bernadone, mes divar hirio e c'hellan lavaret a vóvez huel : Va Zad pehini zo en neuv, rak ennahem eus fiziet va zenzoriou ha va esperans. »

An Aotrou 'n Eskop a lenve, hag an testou a oa tenerreat ho c'halon, hag a c'hosmole eneb Per Bernadone, a oa ker kris e kenver he vab. Epad ma' z eo Per kuit gant he arc'hant ha dillad he vab, an Aotrou 'n Eskop a ziskenne divar he gador, a vriate Fransez gant karantez, a c'holoe anezhan gant he vantel, hag her c'hase en he gampr da viska.

Entent a rea eun dra : eun den yaouank hag a oa ken distag he galon diouz madou ar bed-man, a diez beza galvet gant Doue d'ober traou kaer evit brasa mad an Iliz.

Digaset e oue neuze, var urz an Aotrou 'n Eskop, eur vantel goz hag a oa bet douget pell gant unan euz he vevelien. Fransez he c'hemeras gant anaoudegez vad, a reas varnhi eur groaz ven gant pri prad, hag e yeas kuit laouen, gant he vantel en dro d'ezhan. Fransez a reas an dilez-se e miz ebreli euz ar bloaz 1207, d'he bemp blosaz-varn 'ugent, pa oo e kreiz he nerz hag he vrud.

Kavet en doa ar Baourentez, ha divar an dervez-se, e oment atao an eil d'egile, Betek neuze, an den yaouank en doa bet eul loden e stal vras he dud, hag arc'hant da forani. Dougen a ra bremen eur c'hoz tam dillad fall roet d'ezhan en aluzen ! n'en deus mui eur voalen vezet var he hanio, nak eun diner en he c'hoedel.

Ia, paour e oa !

Y.-M.

Ar 16 a viz Eost

Sant Rok a Vopelie

eus an Drivet Urz
(1295-1327)

Adoromp Hon Salver Jezus-Krist hag a deurve, en e vadelez, dispakan dirag hon daoulagad gwej ha gwej all war hent an amzeriou, eur vleunen a zantelez. Eur zant war an douar a zo eur c'hras dispar roet gant Doue da vab an den da gennenzan d'eant e fe, harpan e esperans ha tomman e garante.

Sant Rok a zo bet unan eus ar bleuniou kaer-ze, dibabet gant Doue, ha merket gantan, evel Sant Fransez, adaleg e C'hinivelez, da frealzi war an douar ar paour kez reuzeudik ha da ziskoue, dre e oberou a garante, galloud an O. Doue ha dreist-holl e vadelez e kenver an dud, e vugale. Sant Rok dre e beden-hag e zantelez, a dizroas diwar e vro eur walens euzus, ar vosen. Ra blijo d'eant hirie c'hoazc'hoaz diwar ar bed gwalev ar pec'hed, gwasoe'h evit ar vosen, evit ma tigouefomp dirag hon barner gant eur galon glan hag eur gañante virvidik.

Gwelomp da betra e roomp Sant Rok evel skouer da vreudeur an Drivet-Urz. E gwirione, ar zant-man a zo bet skouer an holl vertuioù, met dreist-holl en neus diskouet diou dreist ar re all, eun doujans burzodus da spered Sant Fransez, hag eur garante dispar evit ar glanvourien skoet gant klenved spontus ar vosen.

I

Sant Rok a gerzas, keit ha ma c'haller hen ober, war roudou Sant Fransez

« Pebez den ec'h è Sant Fransez, eme Leon XIII, pebez mammen a vadelezou an neus skuilhet e galon war ar bed holl, kenkous war ar rouantelezou evel war an Iliz ! Sant Fransez a zo marr, met e spered a zo chomet war an douar, hag ar spered-se a zo ken kristen ken ma junt, evel dre vurzud, ouz ezommou an holl e peb



amzer hag e peb leac'h. En de hirie, dreist-holl, ec'h omp en eun amzer henvel kaer ouz amzer Sant Fransez, ha dre-ze, e laromp e c'hall spered ar zant bras-man, ober breman muioc'h evit biskoz, kalz kalz a vad d'imp ha dre holl en dro d'imp. »

Spêred Sant Fransez a zo eta bepred war an douar : gwej ha gwej all e larfe an den e kemerfe lojeiz en iñe eur zant kaset a-beurz Doue, dre drue evit ar bec'hieren, da adneveat ar bed. En gwirione, Doue a c'houezas en kalon Sant Rok ijin Sant Fransez, hag e-tuont, ken henvel ec'h è bet o buou an eil ouz eben, ken ma c'haller laret en neus kerzet Sant Rok war roudou Sant Fransez kement hag e c'haller hen ober.

Sant Fransez pa c'hanas, e teus eun èl da verkan d'eant war e skoa skeuden ar groaz; Sant Rok, hen, a deuas war an douar gant skeuden eur groaz ru war e heultrin. Kement-se a ziskoue dijâr ar fruez a zantelez a oa Doue e zell da dennan diouz an me yaouank-se.

Sant Fransez an nevoa eur vamm vad a zavas anean en doujans ha karante Doue; Sant Rok ive a digoueas d'eant kaout a-us d'e gavel eur vamm vad : homan a stummas anean gant an holl ijin a ro d'ar mammou kristen karante an O. Doue. Pebez dudi evit ar c'hrouadur bihan o klevet diwar muzelloù e vamm garet, gwirioneur ar fe o kouean en e iñe da rei d'ei taken ha taken Doue da anaveout ! Adalek ma tihunas e anaoudegez, e troas gant preder ha karante e spred hag e galon war du e Grouer madele-zus. Da bemp bla, eul luc'hezen a anaoudegez a dreuzas e spred hag a ziskoueas skler d'eant e zo ezomm tud stad emañ da ginnig o sakrifisou da Zoue evit gwale'h han pec'héjou ar bed, hag en em lakaas da gastian e dammig korf dre ar gwasan pinijennou.

Evurusc'h evit Sant Fransez, Sant Rok a glevas o kouean diwar muzelloù e dad an alioù-man ken leun a garante Doue hag a furnez : « Ma mah, emean, bezet aketus da zervijan Doue ha da envori dalc'hmat poaniou Hon Salver divin; bezet skoazel an intavez, an emzivad, an holl dud reuzeudik; diwaliet dreist-holl da lezel tech fall an avristed da gemer gwrien en ho kalon, rag an avristed a zo mammun a bep sort pec hejou; bezet lagad ar re dall, troad ar re gamm, tad er bevien, ha gouveet, ma mah, pe-noz 'n eur lakâr ar madou a lezan ganech'd ober ar vad en dro d'ec'h, e vejet binniget gant Doue ha gant an dud. »

Evelse eta, e-tuont d'e vadou, e dad a lezas gantan evel heritaj karante Jezus krusifet ha karante ar bevien. Ha setu perag hon zant, stummel gant eun tad ken gwiziek ha ken eun, na newoù nemet milpriz evit madou an douar. Gwerzan a reas e holl vadou hag e rannas an arc'hant anô etre ar bevien; neuze e kemeras gwiskamant ar pirc'hirined da vont beteg Rom da stou d'an daoulin gant doujans dirag an Tad Santel ar Pab, skeuden wirion Jezus-Krist, en penn an Iliz war an douar; eno ive a wiskas dilhad Trivet-Urz Sant Fransez « *Terti Ordinis insignia letulit* ».

Adalek neuze, e galon ne oa ken troet nemet gant Jezus-Krist, ar bevien, ar Pab ha Sant Fransez. Kerzet an nevoa eta, ken tost ha ma c'haller hen ober, war roudou Sant Fransez. Ha ni, o ma Doue, pelec'h ec'h omp sac'het war hent ar zantelez ?

II

Sant Rok a ziskoueas ar brasan karante evit an dud klanv gant ar vosen.

« Dre reolen an Drivet-Urz, a lavar Leon XIII, Sant Fransez a oa en sonj d'ober hepken eus ar Vreuriez-se eur skol elec'h ma vije kasket gant preder Jakât ar vertuiou kristen da greski en ine ».

An hini vrasan eus ar vertuiou eo ar garante. Hogen, ar vosen a oa dre-holl d'ar mare-ze. Sant Rok, 'n eur vont en pirc'hirinaj, dre ma tremene dre eur vro stignet warni gwalen euzus ar vosen, ac'h e da welet an dud klanv, hag a c'houille evel eur c'hras bean digemeret en o servij. — « Ho houlen a zeu eus eur galon birvidik hag eus eur garante wirion, eme renier ar c'hlandi, met ho yaouankiz hag ho yec'hed na badfont, evel eur blouzen en tan, nemet an amzer da dremen dre an ezen fall a zo aman en hon zi ». — « Gant sikour gras Doue, a respondas raktal Sant Rok, na zo netra ha n'allfe ket bean gret. O, me ho ped ! na harzet ket anon da c'honiid ar gurunen an neus laret Hon Salver e roio d'an neb an nevo roet d'e vignoned an disteran gwrennad dour ».

O welet e talc'h e kement warnan, hag ive gant aon da zisplijout da Zoue ha noazout ouz ar re glany, renier ar c'hlandi a reas eun digemer mad d'e beden galonek. Setu Rok er c'hlandi, war dro an dud klanv. Pegen aketus na vije ket da ziskoe e vadelez d'an dud reuzeudik a oa eno ken trist o stad ! Pegement a vad na reas ket d'o ineu ha d'o c'horfou, rak dont a reas a-benn da yac'hât ar glamourien : ober a re warnê zin ar groaz, ha raktal e savent pare. E gwirione Sant Rok a zeblante kentoc'h bean eun êl diskenet eus ar Baradoz evit eun den deut eus touez an dud.

Dre holl, memies e Rom, war e roudou e tiwan burzudeu hag e pella ar maro. An ankou a baouez da skei bep ma koue bennoz ar Zant war ar glamourien.

Evit krenyât c'hoaz e vertu, Doue a lez ar c'hlenned euzus da gregi ennan. Kouean a ra klanv e Plezans hag e kinnig e boaniou d'e Salver, kemer a ra anê evel diouz tre daouarn Doue e-unan, hag eun dudi a vefe evitan mervel !

Ken kri ec'h è ar boan ken e losk klemmou skrijus. Evit na vo ket, dre e glenved, eur zamm evit den ebet, ec'h a da greiz eur c'hoat da chom, en eul lojen dilezet. Met an O. Doue n'ankoua ket e vignoned ; eur c'hi a zigasas bemde d'ar zant eur gouign'vara. Gothard, mestr ar c'hi, ac'h a war lerc'h e loen d'ar c'hoat. Ha petra a wel ? Eur paour kez debret gant ar vosen ha dilezet gant an holl. Gothard 'n em laka neuze en e zervij ac'han ma vije ia'h. Yac'hât a ra, ha Rok a dizro adarre en kear hag a bare an holl glamourien dre zin ar groaz.

Eus ar Baradoz e teu d'ean urz da dizrei da Vompsonie. Eno, e chom bep 'n em rei da anaveout evit bean mab ar Gouarnier, hag c'h è kemeret raktal evit bean eun treitor guisket gantan diliad eur pirc'hirin. Epad pemp bla e c'houzanv, er prizon, ar poamion euzusan. War e dremenven, e zav en dro d'ean eur sklerijen skeuds, ha goude e varo, ec'h è anveet evit bean Rok dre ar groaz ru burzudus a doug war e beultrin.

Peden. — « O ma Doue ha ma Roue, c'houi hag hoc'h eus kizellet war eun daben vin dre dorm eun êl ho kir hoc'h eus roet da Zant Rok e tiwaljech diouz ar vosen kement himi 'n em lakafe dindan e skoazel, teurveet, dre e veritou hag e bedennou, rei d'imp ar c'hras da vean diwallat diouz bosen ar c'horf hag an iné. »

Menoz. — Rei a rin da anaveout en dro d'in an devosion d'ar Zant-man ken galloudus.

Boked. — « Pedi hag aspedi a reomp ar gristenien da rei o hano da arme Jezus-Krist, d'an Drivet-Urz » (*Tennet eus Lizer-kelc'h Leon XIII, Auspicato*, 1882).



Induljans ar Porsionkul

Setu aman ar pez so d'ober, hervez gourc'hemannou diveza H.T. Santel ar Pab, (10 Gouere 1924), evit gounid Induljans ar Porsionkul. Red eo :

I. — He gounid en AMZER MERKET. — An amzer ze a bad, azalek *kreisdeiz* ar c'henta a viz Eost, beteg *hanternoz* an deiz varlec'h.

II. — KOVEZ. — Ar govezion ze a c'hell beza grêt, en eiz de arôk an eil a viz Eost, pé en eiz de varlec'h.

Ha c'hoaz ar re 'zo kustum da govez diou vech ar miz, a c'hell gant ho c'hovezion bep pemzek de, gounid Induljans ar Porsionkul, evel an oll induljansou all, mar 'maint e stad a c'hras. Memez tra zo da laret evit ar re a gommuni bemdez pe tostik bemdez, (da laret eo da viana pemp guech ar zizum), ha pa vije ouspenn pemzek de, abaoe o diveza kovezion.

III. — KOMMUNIA. — Ar gommunion a c'hell beza grêt, n'eus fors e pe seurt iliz, en unan eus an nao devez kenta a viz Eost.

IV. — PEDE, hervez menoziou H.T. Santel ar Pab. E peb vizit a reer en i'iz pe chapel, evit gounid an Induljans, e tele laret, hervez intansonou H.T. Santel ar Pab, (met n'eo ket red ho anaout), *6 Pater, Ave ha Gloria Patri, D'AN NEBEUTA*.

N'eo ket avoualc'h ho laret a galon, red eo pedi, dre gomz. Gallout a c'heller ho laret e latin, e galleg, pe e brezoneg.

Peb hini a c'heil ho laret e unan, pe gant ar re all, o respont an eil d'egile, hanter ha hanter, evit peb peden.

V. — VIZITA eun iliz pe chapel stag outi an Induljans se.

An ilizou ema stag outo Induljans ar Porsionkul eo :

1^o) **Evit an oll gristenien**, pe int a zo eus an Trede-Urz, pe n'int ket : ilizou pe chapeliou ar venec'h eus kenta Urz Sant Fransez, (evel chapeliou ar C'hapusined hag ar Fransiskaned), chapeliou leanezet an eil Urz, (evel re ar C'hlarised), hag ive chapeliou breauleur ha c'hoarezet an Trede-Urz a vev e kouentchou, (evel re ar Fransiskanezet).

2^o) **Evit oll gristenien an Trede-Urz**, goazed ha merc'hed, hag evito hepken : an ilizou pe chapeliou a zo bet savet enno, hervez an doare merket gant lezennou an Iliz, eur vreurliez eus an Trede-Urz.

3^o) **Evit kristenien an Trede-Urz**, — hag int hepken, — a vev e lec'h n'eus hini ebet eus an ilizou pe chapeliou merket hueloc'h (1^o ha 2^o), pe izeloc'h (4^o) : iliz ar barrez emaint o chom emai, evit mat, pe evit eur pennadig amzer.

4^o) **Evit an oll gristenien**, — **eus an Trede-Urz, pe nan** — : an ilizou pe chapeliou a ia bet staget outo *da virriken*, arôk an 31 a viz Kerzu 1924, Induljans ar Porsionkul, pe c'hoaz an ilizou ha chapeliou a deus bet an Induljans se digant H.T. Santel ar Pab, abaoe an deiz kenta a viz Genver 1925, petra bennag ne vije ket bet roet evit biken; met ar re man n'o deus Induljans ar Porsionkul, nemet mar maint d'an nebeuta tri c'hart leô diouz eun iliz a Urz Sant Fransez pe diouz eun iliz all hag e deus dija an Induljans se evit biken.

En ilizou, d'an 2 a viz Eost, e vo mat lakât dirag an daoulagad, evit beza enoret, eur releg pe eur skeuden eus Sant Fransez, pe eus ar Vere'hez, (*Itron Varia an Elez*); mat e vo ive boda ar gristenien da bedi asamblez, e intansionou Hon Tad Santel ar Pab, laret, evit kement-se, litaniou ar Zent, gant eur beden bennag da Itron Varia an Elez ha da Zant Fransez, hag achui dre vennoz ar Zakramant, meulet ra vez.

An Otron person, pe ar beleg karget eus an ilizou ze, pe an Otron 'n Eskop a c'hell, ma karont, merka, e lec'h an 2 a viz Eost, ar zul varlerc'h, evit gounid an Induljans.

Piou bennag a zo e Trede-Urz Sant Fransez a die eta denc'hel sonj mat en deus ar guir, n'eus fors pelec'h ema o chom, da c'hounid Induljans ar Porsionkul.

He gounid a e'hell¹ : pe en eun iliz fransezian;

— pe en eun iliz ema stag outi an Induljans se.

— pe en eun iliz a zo savet enni eur vreurliez eus an Trede-Urz;

— pe, mar n'eus ket, en dro d'ean, iliz ebet evelse, en e iliz patrêz, ha pa ne vije o chom enni, nemet abaoe eur pennadig amzer.

NOTA. — Ar gristenien a zo o chom e kouentchou, hospitaliou, skolioù, a c'hell gounid an Induljans e chapel an tier-ze ma 'z eo bet staget outi, gant H.T. Santel ar Pab.

—————*



Bleuniou Sant Fransez

VII^{me} Pennad

E kreiz eun enezenn,
Eus lenn Perouzia,
Fransez 'ra pinijean,
Gant douar ha gant bara.
Eno 'deu da dremen,
Etr wech, ar c'horai.

Gant eun hanter choanenn (1)
N'eo ket ze bevan striz !
Met 'pad daou-ugent de
Kouls all daou-ugent noz,
War e vignom, Doue
'Deu da skuilh e vennoz.

Gwir servijer Jezus, Sant Fransez a Asiz,
A zo bet 'n e vuhe, 'vel eur skeudenn iskiz,
Eus Hon Salver Doue, deuet eus an Nenvou,
Deuet war an douar, da selvel ar boblou,
'Vit ma vije henvel, henvel beo ouz e Vab,
Doue 'roas d'ezan grasou eus an dibab :
Evel Jesus e vestr, e tenas da gentan
Daouezek a genvreudeur, da gemer skouer warnan ;
Evel Jezus e vestr, e gorf holl gouliet,
Fransez 'deu e himi da vezan dispemnet,
E dreid hag e zaouarn treuziet gant an tachou
Hag e gostezaouarn toullet evid hon fech'hejou ;
Hag Jezus e vestr, 'vid ober pinijenn
'N eur gouezlec'h (2) 'n em demnas, ha d'ar yun, d'ar bedenn,

(1) Choanenn : miche de pain.
(2) Gouezlec'h : désert.

Epad daou-ugent noz, epad daou-ugent de,
Fransez a 'n em roas, d'hen magan gras Doue.

Meurlarjez 'oa neuze, ha Sant Fransez a oa,
D'ar mare-ze, damdost da leun Perouzia,
E ti eur mignon mat, evit tremen an noz.
Sklérijennet eno gant heol ar Baradoz,
E teus ar sonj-man da sevel en e benn :
Tremen ar C'horai, e-kreiz eun enezenn,
E-kreiz eun enezenn, e peb stum digenvez (1),
Da gavout gant Doue, muioch'a levenez.
Evit kas e venoz an aezetan da benn,
E laras d'e vignon, gant doujanz evel-hen :
" Bezit ar vadelez, Aotrou, en An' Doue !
" D'am c'has gant ho pagig, 'rök ma tarzo an de,
" Da Verc'hher al ludu, du-hont 'n eun enezenn,
" Epad ar C'horai, da ober pinjenn ;
" He mantell, gant an noz, a-us d'ar bed stignet,
" Nikum na c'houvezo da belec'h e vin aet, " —
" Eur mignon, d'e vignon kement'so a rofe,
" Ra vezò eta graet, Fransez ho polante, " —
Hag int e-kreiz an noz, 'trezek an enezenn,
Ar Sant hepken gantan da dibri diou choanenn.
Al lenu 'oa dic'houlk (2) hag an avel a-du,
War aod an enezenn, e touarjont dioustu.

Ha kent kimmadi an eil diouz egile,
Sant Fransez d'e vignon a lavaras neuze :
" Mar teu unan bennak d'a choull diwar ma fenn,
" War ma repu, m'ho ped, c'houi, a davo a-grenn.
" Ha forz a zo da den, da belec'h e vin aet !
" D'ar Yaou-Gamblit, mar plij, d'am c'herc'hat e teufet. " —
Hag a levier, war ze, roet gantan e c'her.
A roas eun taol roenv, ha yo ! dioustu d'ar gér.
Ar sant, e unanik chomet 'n e enezenn.
Elec'h ne gavas ket an disteran tóenn,
E-kreiz enn tammi strouezeg (3) a 'n em dennañ neuze.,
Da ober pinjenn, ha da bedi Doue.
Eur c'haer a benuti ! Eno, 'vel 'n eur lochenn,
Framuet a vlenchou sec'h, tbet gant mil brochenn,
Digor da bep avel ha d'ar glao da zilan,
E oa c'hoaz, eurus, Sant Fransez o vevan.
Eno e tremen amzer ar c'horai ;
Ha bevet gant petra ? O burzud kaer iskiz !
D'hen gerc'hat, e vignon, en de ma tistroo,
Eur choanennig-hanter, gantan c'hoaz a gavo.
Eur choanenn en he fez, heben hanter-grignet
A dra-sur dre donjanz evit Salver ar Bed,

(1) Digenvez : lieu où règne toute solitude.

(2) Dic'houlk : calme.

(3) Strouezeg : hallier.

A reas koraïz war yum ha dibourve,
Epad daou-ugent noz, epad daou-ugent de.
Ar bara e debras a viras anezan,
Da gouezan dindan yeôl lor'hente ar bed-mañ.
En eur gerzout dinoc'h war roudou Hon Salver
E c'houmeze madou, ne goue warne al laer.
Kaeroec'h 'so ! el lec'h se ma reas Sant Fransez
Ken galet pinjenn, e kreiz al levenez,
E c'hoarvezas goude, kals kals a vurzudou
Eur skouer e oa Fransez eur sant bras e Nenvou.
Ar vrud ané abred 'n em skignas e pell-bro
Ha d'ober o amez, e teus tud eno.
Ha diskaret ar gouez, difontet an douar,
Sed o sevel 'n o lec'h, eur gêrig vrao dispar;
'N he c'hichen, eur gouent, da vreudeur Sant Fransez,
Hi anvet mat aboue, manati an Enez.
Hag an enzidi, c'hoaz en de a hirie,
A dalc'h, en o c'halon, doujanz ha karante
Evid al lec'h distro, a dremenas ennan,
Fransez, ar c'horai, desrevellat (1) aman.


Potr Juluen.

(1) Desrevellat : raconté.



Pedomp evit hon anaon

Eskopti Sant-Brieg a zo adarre e kanyou.
Goude an Otrone Thoz ha Caruer, setu an Otrou Chalouni
PENNEC Vikél-Vraz skoet gant ar maro didrue.
Meulendi an Otrou Pennec a zo bet grêl gant an Otrou 'N Eskob
en eul lizer kaer skrivet d'ar velcien ha gant an Otrou Moal e
kazetenn Breiz.
An Otrou Pennec a oa eur Breizad kalonek; rei a re dorn
da gement himi a glaske miret hon yez karet. Adalek an dêiz
kenta a roas e anō da Genteliou Sant Fransez.
Eur beleg disket bras : studiet a nevoa gwejall e Rom ha deuet
gantan al lore war an Theoloji hag ar Filosof.
Eur beleg ampart da sikour an Otrou 'N Eskob da ren mad an
Eskopti.
Eur beleg na gare anwazi den ebet met ober p'tjadur d'an ho'l.
An Otrou Pennec a oa dreistoll eur beleg sanctel. Ar velcien bet
renet gantan e Kloerdi Bihan Landreger hag e Kloerdi Bras Sant
Brieg o devezo sonj eus e aliou mat bag eus e skoueriu fur.
Ema brenan, a gredomp, e kichen e Patron Sant Ervoan e
gloar an Nenvou.



Buhez Maze Talbot

Simiad (douger-sammou)

VI PENNAD

E garantez vrás

Talbot a ziskouze a bep tu hag e pep giz e garantez vrás.

Epad ma vevas e vamm, e vagas anez i gand e bae, hag ar pez a jome a roe d'ar paour. Goude maro e vamm, e talc'has evitan e-unan sez lur dek gwenneg evit eur zizun, hag ar rest a veze roet en aluzenn. Goude ar brezel, e talc'has vardro tri skoed ar zizun.

Digeri a rae frank e zorn pa veze grét a gest evit ar Vreuriez, met den ne ouie eus pelec'h e teue ar profou bras.

Karet a rae meurbet misionou ar Chin ha d'ezo e roe aluzennou bras. Komzet hon eus ubeloc'h eus eun tamm diviz etre Maze hag e vestr. « C'hwì, eme Vaze, hag e zo paet mat, a dle rei eun aluzenn vrás, p'egwir me, micherour dister, a c'hell rei bep bloaz d'ar misionou sez kant hanter lur. » O komz evelse, n'e ket c'hoant en em veuli en doa, met hepken c'hoant da lakat e vestr d'ober gwelloc'h egetan.

D'e c'hoar e lavare : « Tri beleg am eus grét, hag emaoun gand ar pevare. » Da lavaret eo, en doa roet betek neuze d'ar misionou peadra da veva eur c'hoareg epad bloaz, alies awalc'h evit kas da benn o studi tri beleg, hag edo gand ar pevare pa gouezas klanv e 1923. Eur mignon, karget gantan da rei aluzennou bihan, ne anaveze ket an aluzennou bras roet araok.

Ar skrivagner en deus goulenet kelou digant Renerien skolach Sant Kolomban (1).

Exit gwelet peger bras aluzennou a reas Talbot d'ar c'hoerdi ze, n'eus nemet sellet ouz ar c'haierou : adaleg gwennego 1921 betek mezeven 1923 e welomp merket c'houec'h kapt lur roet gantan.

Souezus eo en dije gellet eur micherour rei kement-se, rak n'e ket d'an ti-ze hepken e roe. E holl arc'hant a implije o'ch ober

(1) Kloerdi misionou ar Chin a c'hell mont en dro gant aluzennou bihan : pevar real ar bloaz ; hag aluzennou bras : peadra da vagu eur c'hoareg epad bloaz.

aluzenn. Eun nebeudig hepken a zalc'he evitan e-unan; eur gwenneg bennak a roe ive bep sizun d'eur Vreuriez karget eus an interramanchou.

VII PENNAD.

Ar c'hlenved. — Ar maro.

E Miz mae 1923, Talbot a welas n'oa ket mui mat awalc'h e yec'hed. Dizelei a reas an dra-ze d'eur mignon, hag heman a roas d'ezan eul lizer evit mont da gaout eur medesin eus hospital *Mater Misericordiae* (Itrou Varia a-druez), a oa ennan Leanezed eus an hano-ze. Digemeret e voe hep dale, rak klanv oa e galon, hag en doa ezomm da ziskuiza ha da gaout louzeier.

Komz a rer c'hoaz anezan en hospital, eus an den a bede gand eun devosion vrás ha gand evez, a vouez ubel. Boazet oa da bedi evelse en e gambr, ha ne zonje ket edo en hospital etouez re all.

Eur pennad mat e chomas en hospital e 1923. Goude ma kuit-teas, e teue c'hoaz evit beza louzaouet. E 1924, e rankas dont a-nevez d'an hospital, bag e chomas adarre eur zizun bennak.

Eus an 11 a vae 1923 beteg ar 16 a ebrel 1925 ne c'hellas ket labourat. Neuze e voe sikouret, evel m'en doa gwir, gant kef an Asurans evit ar re n'hellont ket labourat. Eus ar 17 a eost beteg an 3 a wenngolo 1923 en doa kroget a-nevez en e labour o vont eus an hospital. Met kouezet oa klanv adarre hag en doa ranket ehana.

Eus an 11 a vae beteg ar 25 a viz du 1923 en doa bet ive triouec'h lur pemzek gwenneg ar zizun digant Emgleo ar viherourien, ha kenverreiz al labourerien var an tiez, rak e hano en doa lakeet en diou Vreuriez-ze. Met adaleg ar 25 a viz du en doa bet ar pez a oa dileet d'ezan evit e glevned, rak n'en doa gwir da veza sikouret nemet epad 26 sizun. Neuze n'en devoe mui nemet ar bae roet d'ar re n'hellont ket labourat, tri skoed dek gwenneg bep sizun. Re nebeut oa, ha e voe en dienez. Hen, boazet da rei kement evit sikour an holl ezommou, a oa breman ezommek e-unan, gant tri skoed dek gwenneg ar zizun evit paea e gambr, e voued, hep kouta an tan hag ar goulou.

Gand an traou o keraat, en dije bet ezomm eus trizek pe bevarzek lur.

E vignoned o dije karet ezikour, met poan o doa oc'h ober dezan reseo eun dra bennak. Eun nebeut dervezioù araok Nede-lek, eun den ne lavares ket e mano a -ros 500 lur da Vreuriez Sant Visant a Baol eus Dublin, evit beza ingalet etouez ar beorien araok ar gouel. Unan eus ar Genveudreur, a anaveze mat Talbot, a c'houennas 25 lur evit eur a paourkez koz, eun den santel », hep diskleria e mano. Roet e voe ar 25 lur. An hini en deus grèt an aluzenn d'ar Vreuriez, m'en deus lennet buhez Talbot e saoznek, en dezo bet plijadur o welet he deus Breuriez Sant Visant a Baol gellet, gand an aluzenn roet d'ez, sikour eur zant dizanavezet en dezo paet kant gwech dre e bedennou ar vad grèt d'ezan.

Goude maro Talbot hepken eo ec'h anavezas Breuriez Sant Visant a Baol penaos oa bet implijet ar 25 lur.

E Miz ebrel 1925, Talbot a gredas e c'helle kregi a-nevez en e labour, daoust m'oa c'hoaz klanv, ha gwall glany. Inouet oa

o chom dibreder. Mont a reas eta d'e labour d'ar 17 a ebrel. Hag e kendalc'has beteg e varo, digouezet nebent goude, d'ar 7 a vezeven 1925.

Abaor e glenved, en doa ranket ober eun tammig dishenvel da zul. Kendere'hel a reas da vont d'an ilis da bemp eur hanter met da eiz eur hanter e tistroe d'e di da zebri e zijuni, rak n'oa ket mui gonest da jom var yun betek div-eur goude kreisteiz.

D'ezan da veza sempl ha dinierz, en doa evelato kemeret a-nevez, o kuitaat an hospital, ar binvioù d'ober pinijenn hag ar chadenn, p'è gwir e voent kavet varman deiz e varo.

Da zul an Dreinded, 7 a vezeven 1925 eo e varvas trumm, e ru Granby, en eur vont da iliz an Dominikaned. En e 68^e bloaz edo.

An anteramant a voe gret en iliz ar Jezuisted, iliz Sant Fransez Xavier.

Ar c'horf a zo beziet e bered Glasnevin, e Dublin.

—

EUR GER EVIT KLOZA.

El levrig-man n'eus netra ha na ve ket harpet var testeni tud a zo da veza kredet.

Ar skrivagner en deus kavet ker kaer buhez ar micherour paourze ma n'eus deus grët nemet lakat an traou var eun evel m'int bet kontet d'ezan. C'hoantaet en deus rei da anaout d'al labourerien dister buhez eun den santed, labourer eveldo.

Epad 43 vloaz, Maze Talbot a vevas eur vuhez a bedenn hag a binijenn evel ar zent enoret gand an Iliz.

Ne fell ket d'eomp klask merka d'an Iliz petra he deus d'ober. Met fizians a c'hellomp kaout eo bet plijet gant Doue diskouez d'eomp e Maze Talbot eun ene leun a vertuziou a dle rei d'eomp skouer ha nerz.

En amzeriou diveza-man, e welomp gand anken peger buan ez a an droug var araok e broiou gwechall kristen. Loskaet eo an doare beva. Plijadur ha plijadur c'hoaz, setu petra glasker. Lezem ebet mui, frankiz d'ober evel a garer. Ma weler eus eun tu kalz tud o vont bemdez da zaouina ouz an daol zantel, kementse a ziskouez ez eus c'hoaz feiz krenv e kalz a eneou, met eus eun tu all e weler o kreski niver an dud hep feiz na reiz a zo en o genou ar geriou-man : « Na Doue na Mestr ! »

En amzer-ze a vrezel eo e vevas ar paourkez labourer hon eus c'hoantaet displega e vuhez.

Kristen katolik a feiz krenv, micherour eus an dibab, Talbot a vev eun den a skouer vat evit kement hini hen auavezas.

E vuhez a ziskouez d'eomp pehini eo an hent gwirion evit ar peoc'h hag an eirnusted. N'e ket o redék varlere'h ar plijadureziou eo her c'haver, met oc'h en em zilezel a-man, o senti ouz lezenou Doue ha re an Iliz, ar pez ne vir ket ouz an den d'ober ar pez a c'hell evit gwellaat e stad.

N'omp ket holl galvet da zilezel pep plijadur. Met, pa-deu c'hoant d'eomp d'en em glemm, da lavaret ne rer ket d'eomp evel ma veve dieet, lakomp neuze hor buhez e kemm gand e hini.

Gwelomp an den-ze, epad meur a vloaz, o tilezel pep joa, pep plijadur dre garantez evit Doue.

Talbot n'oa ket koulskoude eun den tenval e benn, ne rae ket fae var ar re all, ne rebeche ket d'ezo o plijadureziou, ne gounfaone ket ar re o doa menoziou dishenvel diouz e re.

Ato ec'h en em ziskouez laouen, madelezus, troet dazikour ar re all. Ar zent a vez ato laouen, rak bez o deus ganto ar Peoc'h-ze a zo brasoc'h eget an holl skiant. Eürus int meurbet a vale var an douar dre roudou o Mestr Divin.

Ra c'hello al levrig-man ober vad ha rei kalon d'al labourerien. Talbot en deus bevet eveldo, laboureret ha poaniet eveldo. Perak ne vevjent ket ar vuhez kristen, sioul hag eürus en deus bevet ? Ra vezint kennerzet gand e skouer, ar re holl a lenno e istor, istor eun ene kuzet e Doue gant Jezus-Krist. J.U.



An Tadou Kapusined
o labouriou, o misionou.

An Tadou Kapusined, eus Kenta Urz Sant Fransez, a zo bet savet evit pedi, ober pinijen ha prezeg.

Bez ez eus tost da 11.000 Kapusin ebarz ar bed. Bendez e kanont ofis an Iliz ha sevel a reont da hanter-noz evit lavaret ar « matinezou » ar penn-kenta eus o Brevier.

Hed an deiz, an Tadou a vez o studia pe o kovez an dud a zeu d'o c'haout.

Er-mêz eus o c'houentchou e vent lies oc'h ober retrajou pe misionou.

Evelise, Tadou an Oriant o deus roet aboue ar brezel oussenn 150 retret pe mision en eskoptiou Gwened, Sant-Brieg ha Kemper.

Ar Chapusined a ya ive d'ar broiou pagan da brezeg an Aviel. Emaint war-dro 1200 misioner er broiou-ze.

An Tad sanctel ar Pab en deus o c'haarget da sklerijema dre ar gwir feiz 103.000.000 a dud, heretiked, schismatiked, musulmanned pe paganed.

Pep misioner en deus eta da c'hounid da Zoue tost da 100.000 a dud. « An eost a zo bras, met n'eus ket awalc'h a vedourien. »

Plijet gant Breudeur ha C'hoarezed an Trede-Urz klask ha digas d'eomp, novised neve d'hor sikour.

C'houi a lavarlo marteze eo gwal rust Urz an Tadou Kapusined. Perak laaat an trauw gwasoc'h eget emaint ?

Evit heuill ar reolenn, daou dra hepken a zo ret; beza krenv ha yaoc'h evel peb-unan, kaout eur galon izel ha bolante d'en em santedaet ha da c'hounit eneou da Zoue.

AR SKOL SERAFIK. — Er Skol Serafik a ve skoliet ar re a fell dezo beza Kapusined. Digemeret a vez enni, adalek an oad a 12 vloaz, ar vulgale a ziskouez beza galvet gant Doue, mar 'zint barrek da zeski yaoc'h, sentus ha douget da garet an O. Doue.

Evit ar pez a zell an dispignou, ar gerent a bae diouz o gwella. An otroù Doue, dre aluzennou an dud vat, a ro d'eomp ar c'hras da skoulma an daou benn.

Ar Skol Serafik tosta da Vreiz-Izel eo an hini a zo e Dinard e-kichen Sant-Malo, en eur vro yaoc'h hag en eul lec'h brao.

AR BÔTRED DIVEZAT GANT O STUDI. — Kavet a ve awechou pôtred deuet eun tammig war an oad ha n'o deus ket gellet, en abeg d'eun dra pe d'eun all, ober kentoc'h o studi. Digemeret a vent mar o deus c'hoant du vont e Urz Sant Fransez. En gant mistri fur ha desket e reont o studi er memes doare hag er skoliou bras, met e nebeutoc'h amzer.

AN NOVISED. — An dud yaouank a zeu eus ar skoliou bras pe eus ar Skol Serafik a ve lakaet eur bloaz a-bez da zeski ervat penôs karet Doue hag an nesa, penôs en em zistaga diouz madou an douar ha treoc'h war o siou fall. Neuze e vent kemeret etouez ar C'hapusined.

Dre ma 'z eo bet gwallgaset ar relijon en hor bro, aboué 40 vloaz ha dre ma 'z omp bet gwallaozet bras er brezel diveza, ez eus ezomm muioch eget biskoaz novised neve.

Mar 'z oc'h galvet gant Doue da vont e Urz Sant Fransez, na rit ket, me ho ped, ar skouarn vouzar met sentit ouz mouez an Otrou Doue.

AS FRERED. — Bez 'zo pôtred yaouank ha na c'hellont ket, evit eun dramañ pe evit eun dra all, ober o studi. C'hoant o defe koueskoude da gerzet war roudou Sant Fransez. Mad ! Digemeret e vint evel Frered e Urz an Tadou Kapusined.

Petra o defe da ober ebarz ar gouent ?
E vent gwech o pedi, gwech o labourat ha mar karont, e c'hellint mont d'ar misionou estren. Gwir venec'h int. Ober a reont an tri le evel ar veleien a zo en Urz.

Sant Feli a Gantalis, an Den eurus Krispin a Viterb ha meur a hini all na oant nemet Frered hag e zo bremañ enoret gant an Iliz.

Gellout a rer skriva pe kas aluzennou d'an : Tad Theodor ROUSSEL, 28, Avenue de la Marne, Lorient.

F.

*

An Eured Kristen ⁽¹⁾

DISKAN

Koulz hag ebars eured Cana,
Bezit, Jezuz, en eured-ma,
Ha skuilhît, war an dud nevez,
Grasou puâlh ar Briedelez.

Piou ne oar ket e oa eun deiz e Cana
Salver ar bed hag e vamm, ar Werc'hez,
Ouz taol o daou, en eum eured o leina,
'Vit sanctelât stad ar Briedelez ?

Doue gwechall 'zimezas hon tud kenta :
« C'houi, emezan, zo an eil d'égile ;
Gant va bennoz, grit mat ho tever eta :
Lakit er bed, eleiz a vulgale. »

Ar pez 'so bet gant Doue gourc'hennet
Na die mors, hervez komz hor Zalver,
Beza goude gant den ebet dispennet :
Betek mervel, dimezet e chommer.

Gwir Zakramant ez eo ar Briedelez.
En e Iliz, gant Mab Doue savet,
Red eo diouall da louza e zanteler,
Hep an dever, plijadur 'zo pec'het.

O va Jezuz, bennignt ar priejou :
En o c'halon lakin gwir garantez,
Ma kavint nerz, hed ha hed o bloaveziou,
Evit dougen samm ar Briedelez.

Ra vo 'n o zi, bugaligou niverus,
En dro dezo, egiz eur gurumen :
Tenzor ebet na zo munoc'h talvoudus,
Da zaou bried, e gwirione kristen.

Grit na vint ket dispartiet hep dale,
Ha me velint, ganto e korn an tan,
Ne ket hepken bugale o bugale
Met bugale o bugale vihan.

Ha pa rankint, warlerc'h eur vuhez eûrutz,
Ouz an douar kîmiada 'vit biken,
Grit ma kavint eun digemer dudius,
Er Vro dispar n'eus enni nep anken.

BASTIEN.

(1) An diskant war don : Mari, hor mam garantezus, pe : E Sakramant ar Binijen.

Ar pozioù war don : Kavet em eus ar peoc'h.



LOURD, katekiz beo

SEIZVET DEVEZ

Lourd hag an den.

An Tad oll-c'halloudek, a lavaremp-ni deac'h gant ar « Grede » ken alies kanet e Lourd, eo « Krouer an neny hag an douar. Krouer an traou a veler hag an traou ne veler ket. » Sonjet hon doa deac'h en neny hag en elez laket ennān gant Doue. Sonjomp herio en douar hag en grouadurien a veler emman. Soujomp dreistoll en den, roue an traou a veler ha guelomp divar e benn kelennadurez an Iliz.

**

Guelet hon deus dija, etouez pemzek taolen ar Rozera, an hini a ziskouez ar Pantekost. Deomp a spered dirak an daolen-ze. En treac'h e velomp Doue an Tad o kroui. En dro d'ezan e velomp an heol, al loar, ar stered great gantan eus a netra d'ar pevare devez. Dindamman e velomp an douar hag ar mor hag iverz baradoz an douar hag emman Adam hag Eva direbech c'hoaz troet varzu Doue.... Mes guelet a reomp iverz ar sarplant o tostāt outo evit ober e labour diaoulek....

**

Dirak an daolen-ze goulenomp gant ar c'hatékiz : « Petra eo an den » ha respontomp gantan. « An den a zo eur c'houadur skiantek great gant eun ene ha gant eur c'horf. » Adam hag Eva a zo hemvel ouz an traou a zo en dro d'ezo dre m'o deus o c'horf. Mes seliou outo : n'eus nemeto hag a ve troet varzu Doue. Ar stered hag an douar n'ouzont ket, ne zonjont ket, ne lavaront ket ez int bet great gant Doue. Adam hag Eva hepken a oar hag a ziskouez ec'h ouzont hag a drugareka Doue da veza bet krouet gantan. Perak ec'h ouzont ? Abalamour ma z eo umanet o c'horf gant eun ene : eun ene, da lavaret eo, eur spered ; eun ene, da lavaret eo, skeuden ha skeud Doue ; eun ene, da lavaret eo, eur spered ha ne varvo ket ; eun ene, da lavaret eo, eur spered libr ; eun ene, da lavaret eo, eur spered hag en devezo da respont eus e oberou ; eun ene, da lavaret eo, eur spered krouet gant Doue evit e anaout, evit e garet, evit e zervicha hag evit méritout an eurusted peurbadus.

**

Ha bremen, deomp a spered dirak eun daolen all, an daolen genta, an hini a ziskouez ez eo galvet Mari da veza Mam'm da Zoue. Kaout a rimp enni traou nevez da zeski. Baradoz an douar a zo goullo hag eun cal a zo o tiouall an nor evit miret ouz Adam hag Eva da zistroi ennān goude ma z int bet taiolet er meaz hag. Guelet a reomp Eva, mes ar zarpant miliget a zo rodellet en dro d'ezig hag en dro d'he mab ba dindan he zreid eur penn maro a zigas da zonj d'ezig eus ar blaned a c'hortoz anez.... N'eus ket pell e oamp dirak eun daolen a levez; bremen emomp

— 155 —

dirak eun daolen a dristidigez. Petra ro d'eomp da gomprent ar c'hemm a zo etre an diou daolen ?

Petra ? Ar pec'hed.... Doue a oa falvezet gantan guelet ha din e vije Adam hag Eva eus an eurusted en doa pourchaset evito var an douar hag en neny, hag evit-se, guelet lu sentet e vije outan. Hogen, an diaoul a oa var evez : klask a reas, dre warizi, lakat an den da goll an eurusted en doa kollet e-unan....

Gouzout a rit an histor : Eva touellet ha kouezet, Adam kouezet d'e dro ha d'e heul oll ouenn an dud : Abalamour da-ze ar zarpant a wask en e lasou n'eo ket hepken ar vaouez mes iverz he mab, he mab hag a zo, siouaz, her (herit) e dud. Ar pec'hed « aktuel » great gant ar re-man a zo, evit ar bugel-ze hag evit an oll vugale all ar pec'hed « orijinel » a deuo ganto er bed.

**

N'eus ket hepken an taolennou kaer-ze eo a ra skol d'eomp e Lourd diraben stad a c'hras ha stad a bee'ched an den : eur skollierez all hon deus c'hoaz : ar Verc'hez gloriis Vari he-unan.

Kement-man a dremenas d'ar 25 a viz meurs 1858, deiz gouel ar c'helou mat. Teir zizun a oa, Mari n'en em ziskouez ket ken da Vernadett. Mes daoust ha ne deuje ket en deiz-se da lida ganti goel bras Mab Doue en em c'hreat den ?.... Kalz tud e Lourd ha Bernadett he-unan a zonje d'ezo e teuje hag ar plac'hig a yeas da geo Masabiel gant muioc'h a diz eget biskoaz.

Ne jomas ket pell da c'hortoz : a Verc'hez en em ziskouezas d'ez. Kennerzet ouz he guelet, ar plac'hig a c'houlemnas he hano digant an Intron gaer, evel m'en doa great alies hep kaout respont ebet betek neuze. An taol-man e oue selaouet he feden. « Goude bea bet pedet ganin teir gwesch, an Intron, eme Bernadett, a gemeras eun dremp humbl.... a dosteas he daouarn an eil ouz egile dirak he feultrin.... a zellas ou an nenvou hag en eur asten he daouarn dispartiet etrezeck ennon a lavaras gant eur youez hag a grene : « Me eo an Hini a zo bet konsevet heb pec'hed ! »

An Hini a zo bet konsevet heb pec'hed ! Her gouzout a reomp, n'eus nemet ar Verc'hez gloriis Vari hag e ve bet diouallet diouz ar pec'hed orijinel azalek ar penn kenta eus he buez. Hogen, ma n'eus nemeti hag en defe bet ar c'hras-se, neuze an oll dud all a deu var an douar e stad a bee'ched bag an dra-ze iverz eo en deus bet c'hoant ar Verc'hez da lavaret d'an dud en eur roi he hano da Vernadet. Ar bobl kristen her c'homprenas mat : an Hini a zo bet konsevet heb pec'hed a oa Mari ha ne c'helle beza nemet Mari. Ni hag a zo ganet gant ar pec'hed orijinel, ni hag a zo bet red d'eomp en em ziskalabeza outan dre ar vadiziant, salidomp Mari ha lavaromp d'ezig gant an Iliz : « O Mari konsevet heb pec'hed, pedit evidomp-ni hag en em erbed ouzoc'h ! »

SKOUER

Paredigez Mac'harit Chauvet, eus Alais (Gard)

Varlerc'h eun derzien domm bet d'he eiz vloaz, Mac'harit Chauvet a oue bet kamm-kloc'h epad eur pennad amzer. Ar vedisined

Grasset hag Estor a damallas kement-se d'ar boan en doa en he c'hroazel gleiz a zirente lin, hag a louzaouas anezi dre an dour-mor goudé beza miret outi da finval. Epad dek vloaz da c'houde ar plac'h yaouank a oe braouik he yec'hed.

Mes d'ar bloavet 1917 he c'hroazel deou a deu iveau eur mell gor hag a doull a daou blas c'houec'h miz goude evit chom da zirenta heb ehan.

Er stad trueuz-se eo e tigouez Mac'harit Chauvel e Lourd d'he c'houec'h vloaz var'n ugent, d'an 18 a viz eost 1919. An testeni roet d'ezi gant ar medisin a zoug hano ar c'hlenvejou-man : liven gein daoubleget ; poan en diou groazel ; penn askorn ar vorzed deuet eun tamm mat eus e blas ; gar gleiz berreat eus a galz ; goriou o tirenta er groazel deou.

Kerkent ha m'eo diskennet en dour burzudus evit ar vech kenta ar glanvourez a vella : he goriou ne zirentont ket kement. D'an 22 a viz eost, he diou lez hag he liven gein a ra d'ezi eur boan skrijus. D'ar 25, ar plac'h yaouank n'en deus poan ebet mui : ar gor a zo dizeac'het bag an himi a oa kamm en em lak da vale hep branellou.

Medisined ar Buro », en eur zellez ouz Mac'harit a vel ez eo astenmet he gar gleiz a gement a oa red. Mac'harit a zo pare mat.

Pemp bloaz'zo ez eo chomet yac'h, hag en he c'horf n'eus merk ebet mui eus he c'hlenvejou tremenet. Hag ar yec'hed a zo deuet d'ezi koulz lavaret en eun taol.

Biskoaz medisin ebet na louzou ebet n'o deus great kement all rik'nam ket e natur korf an den parea ken buhan.

Mac'harit Chauvet a oa bet tri medisin gousiek ha brudet var he zro, un aotroned Grasset, Estor ha Forgue hag ar re-man n'o doa ket gallat miret onz he c'hlenvejou d'en em astenn. O velet n'oant ket goest d'he farea, Mac'harit a zo en em droet, leun a fizianz, varzu Mari konsevet heb pec'hed. F.G.

Kelou mat

An Tad Apolliner, kapusin, eus Lok-Ronan Leon (Eskopti Kemper) a oa o studia e kér Rom, a zo bet hanvet er miz diveza « Doktor en Teoloji ».

Hor gwella gourc'hennou d'hor E'hrenvroad a ra enor d'e Urz ha da Vreiz-Izel.

Araok pell, e kano e oferenn-bred kenta, en e barrez.

LEON XIII EN DEUS SKRIVET DA ESKIBIEN AR BED OLL : « KEMERIT POAN DA REI D'ANAOUT PEGEN KAER HA PEGEN TALVOUDUS EO TREDE URZ SANT FRANSEZ. TÔLIT EVEZ, EVIT MA TEUIO AR RE O DEUS ENEOU DA REN, DA ZISKLERIA MAT PETRA EO, PELEMENT A C'HRSOU VE KAVET ENNAN, EVIT EN EM ZAVETEI HA PEGEMENT A VADOU A GINNIG D'AN TIEGEZIOU HA D'AR VRO. » (Lizer : Auspicato, 1882).

LIBRAIRIE BLOUD & GAY, 3, rue Garancière — PARIS-VI^e

Collection Caritas

VIENT DE PARAÎTRE :

4. — Alexandre Masseron, — LEGENDES FRANCISCAINES.

« Légendes » signifie ici, avertit M. Masseron, ce que les siècles ont lu. Son livre est un florilège des plus beaux textes des sources de Saint François, reliés entre eux par un commentaire et disposés de façon à reconstituer l'histoire du « Poverello », et à nous montrer sous chacun de ses aspects son âme si riche, si diverse en sa simplicité.

Librairie Saint-François

4, Rue Cassette — PARIS (VI^e)

Chèque Postal : Paris 675-77

Manuel du Tiers-Ordre de Saint François, par le R.P. Eugène d'Oisy, capucin, 40° mille, relié tranches rouges	9 fr.
Saint François d'Assise, par le R.P. LÉOPOLD DE CHÉRANCÉ. capucin, 40° mille.....	9 fr.
Histoire du Frère Saint François d'Assise, le Chevalier du Christ, par PECORELLA DI DIO, 300 pages, nom- breuses illustrations (Pour les jeunes).....	75.50
Vie de Saint François d'Assise, par le P. CUTHBERT, ca- pucin	20 fr.
L'Idéal de Saint François par le P. HILARIN DE LUCERNE, capucin, 2 volumes	24 fr.
Vie de Saint François de THOMAS DE CELANO, traduction par l'abbé FAGOT.....	18 fr.
Vie de Saint François de Saint BONAVENTURE, traduction par l'abbé FAGOT.....	12 fr.
Le Crucifix et Saint François d'Assise, par le P. JEAN DE COGNIN, capucin	12 fr.
Saint François d'Assise, Patron des Jeunes Scouts Ca- tholiques, par le P. SIGISMOND, capucin.....	11.50
Histoire de Saint François d'Assise, par l'abbé LE MON- NIER, 2 volumes (nouvelle édition).....	24 fr.
Sainte Elisabeth de Hongrie, patronne du Tiers-Ordre, par le R.P. LÉOPOLD DE CHÉRANCÉ, capucin.....	9 fr.

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachan Alsace-Lorraine, en Orient.



Bloaz kenta

Miz Gwengolo 1927

Niverenn 9



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Gouelion ar ...	157
Pemp Gonli Sa ...	158
An Den Eurus ...	158
Kenrendeon ...	159
Utz a die ober brezel d'ar ves-	
venti millige ...	159
Buez Sant Fransez a Assis ...	161
Sonjit erva ...	163
Bleuniou Sant Fransez ...	164
Kelou eus ar Vreuriezou ...	167
Trede Urz Sant Fransez e Santez Anna-Wened ...	168
Lourd, katekiz bed ...	169
Pedomp evit an anaon ...	171
Buhet Maze Talbot ...	172
Eur chantik kaer never ...	172

Rédaction et Administration
P. Théodore ROUSSEL
F.M. Capucin
28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c. : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz.

MIZ GWENGOLO

- 1 Yaou An DEN EURUS BERNARD a OFFIDA, kapusin. — I.P.
 2 Gwener ... S. Stefan, roue, kovez.
 3 Sadorn ... Ofis ar Werch'ez.
-
- 4 Sul *Trizekvet Sul gouide ar Pantekost.*
 SANTE ROZ a VITERB, gwerc'hez eus ar Trede-Urz. — I.P.
 5 Lun AN DUB EURUS GENTIL merzer ha PEREGRIN, kovez, eus ar Chenta Urz.
 6 Meurz AN DEN EURUS LIBERAT, kovez, eus ar Chenta Urz.
 7 Mercher ... Ofis an de.
 8 Yaou GUNVELEZ AR WERC'HEZ VARI. — A.J. — I.P.
 Ar PLACH EURUS SERAFINA, intanvez eus an Eil Urz.
 9 Gwener ... S. Gorgon, merzer.
 10 Sadorn ... AN DUB EURUS APOLLINER HAG E 44 KOMPAGNOZ, merzerien, eus ar Chenta hag an Trede-Urz.
-
- 11 Sul *Pearsekvet sul gouide ar Pantekost.*
 AN DEN EURUS BONAVANTUR a VARSELON, eus ar Chenta Urz.
 12 Lun AN ANO SANTEL a VARI.
 13 Meurz AN DEN EURUS FRANZEZ a GALDEROLA, kovez, eus ar Chenta Urz.
 14 Mercher ... Ofis an de.
 15 Yaou Seiz Glac'h ar Werch'ez Vari.
 16 Gwener ... GOUEL DEZI ILIZ-VEUR SANT-BRIEG.
 17 Sadorn ... GOULIOU HON TAD S. FRANZEZ. — A.J. — I.P.
-
- 18 Sul *Pemzokvet Sul gouide ar Pantekost.*
 S. JOSEF KUPERTINO, kovez, eus ar Chenta Urz. — I.P.
 19 Lun S. Genver hag e Gompagnunez, merzerien.
 20 Meurz S. Eustach hag e Gompagnunez, merzerien.
 21 Mercher ... *Pevare amzer (Daouzek deizhou).* — S. Vaze, Abostol hag Avielier.
 22 Yaou S. Thomas a Villanova, Eskob ha kovez.
 23 Gwener ... *Pevare amzer (Daouzek deizhou).*
 24 Sadorn ... *Pevare amzer (Daouzek deizhou).* — Gouel an Itron Varia-Dugare.
-
- 25 Sul *Chouezkvet Sul gouide ar Pantekost.*
 S. PASIFIK, kovez, eus ar Chenta Urz.
 26 Lun AR PLACH EURUS LUSI, gwerc'hez eus an Trede-Urz.
 27 Meurz S. ELZEAR, kovez, eus ar Trede-Urz. — I.P.
 28 Merc'h'ez ... AN DEN EURUS BERNARDIN a FELTR, kovez, eus ar Chenta Urz.
 29 Yaou S. MIKEL, Archel. — I.P.
 AN DEN EURUS YAN a ZUKLA, kovez, eus ar Chenta Urz.
 AN DEN EURUS NIKOLAS a FURKA, kovez, eus an Trede-Urz.
 30 Gwener ... S. Jerom, kovez, ha Doktor.
 AR PLACH EURUS FELISIA a VILAN, gwerc'hez eus an Eil Urz.



Pemp Gouli Sant Fransez⁽¹⁾

DISKAN

O Tad Sant Fransez !
 Ni a garfe
 Kaout ho karantez,
 Epad hor buhez,
 Kaout ho karantez,
 Evit Doue.

1

Piou lavaro ar garantez
 A entane kalon Fransez,
 Ar garantez kreny ha tener
 Oa, 'n e galon, 'vit e Zalver ?

3

Heb houarn ruz na klezeier,
 Fransez eno zo bet merzer,
 Hag e vourreo, — tra didius ! —
 Oa karantez e Vestr Jezus.

4

Var eur menez, menez Alvern,
 E mesk an drez, e mesk ar spern,
 E toull eur roc'h, gwelomp Fransez
 Beuzet 'n eur mor a garantez.

Fransez eno oa daoulinet,
 Varzu an Nenv, e zell savet,
 Hag e ziwrec'h oa digor bras,
 'Giz re Jezus, p'edo er groaz.

(1) An disk'an, var don : *Doue gwir bried,*
 Ar poziou, var don : *Petra zo nevez e ker Iz,* pe toniou all.

5
Hag e sonje, 'n eur skuih daelou,
Pegen skrijus voue ar poaniou !
A c'houzanas, var ar C'halvar,
Roue an Neny hag an Douar.

6
Hag e galon holl a verve
Devet gant tan ar garantez :
Oh ! mar c'helpo, var eur C'halvar,
Gouzany d'e dro, poaniou dispar ! . . .

7
Eur Serafin, a c'hwech' askel,
A ziskennas eus an huel ;
Eur Serafin tachet er groaz,
Dirag hon Tad, en-en gavas.

8
En eur welet eun ël ken koant
Krusifiet ken dizamant,
Kalon ar Zant a voue mesket
A levenez hag a zespel . . .

9
Pa njas kuit an ël seder,
O kristenien, pebez myster !
Fransez Asiz oa henvel bras
Ouz e Zalver var koat ar groaz.

10
Daouarn ha treid hon Tad karet,
Gant tachou teo a oa treuzet ;
Eun troc'h ledan oa 'n e gosetez :
Setu labour ar garantez !

11
Gant tenzor sakr ar Pemp Gouli
Kizellec dôn 'n e izili,
Paourik Asiz a vevas c'hoaz,
Var an douar, epad daou vloaz.

12
O Sant Fransez, skeuden Jezus,
O Tad meurbod karantezus !
Savit varnomp, hep dalea,
Ho torn tachet, d'hor benniga.
BASTIEN.

An Den Eurus Apolliner a Fribourg, kapusin

E miz here diweza, an T.S. ar Pab Pi XI e lakaer war an
oteriouost da 200 beleg lazet e Paris evit ar feiz d'an 2 a viz
gwengolo 1792.

Etouez ar verzerien-ze a oa tri vugel da Sant Fransez :

An Tad Apolliner a Fribourg, kapusin,

An Tad Yan Fransez Burte, Fransiskan,

hag an Tad Severin Girault eus an Trede-Urz.

D'an 12, 13, 14 Gouere, a zo bet grët, e kouent kapusined an
Oriant, eun « triduum » da lavaret eo tri deiz gouel en enor d'an
Den Eurus Apolliner a Fribourg.

An Tad Kasian, eur prezeger brudet, en deus meulet, e doare
dispar, vertuiziou ha santelez ar C'hapusin skulhet gantan e voad
evit Doue.

An Tad Apolliner a oa ganet er Suiss. Goulen a reas dont d'hor
bro Breiz evit bezan kaset d'ar nisionou estren.

Met chom a reas e Paris da zoursial eus an Allemanted a oa
neuze niverus e kér-benn ar Vro.

Pa lammas an dud dizoue war ar veleien chomet stag ous
o deveriou, an Tad Apolliner a didras gant ar joa.

« Mar krenan, emean, evel peb den dirag ar maro, evel manac'h
me a zo leun a levenez. Me a stard war ma c'halon ma holl eme-
bourien. Oh ! nag ez oum eurus ! Alleluia, alleluia ! »

En em ziskuih a reas d'ar « revolutionerien » evel beleg fidel
d'e Zoue.

Lazet e voue a daoliou kleze.

Den Eurus Apolliner, pedit evidomp !

F.



Kenvreudeur an Trede Urz a dle ober brezel d'ar vesventi milliget

Ma leufe a-nevez Sant Fransez var an douar, e vele spontel
o welet pegelement a dud a goll o fenn, o skiant vat, hag, ar pez
a zo gwasc'h, a goll o ene dre ar vesventi, hag e lavarfe d'e
vreudeur : « Mignoned, eur c'hlennet bras a zo o taga an dud,
an dronk-spered en deus kavet adarre an tu da gas eneoù d'an
iferñ; enebomp outan, lavaromp d'an dud beza var evez; dre hor
c'henetliou hag hor skouerioù deskomp d'ezo en em barea diaouz
an tech divalo-ze. »

Hag e gwirionez, bras eo an droug, ha dall int ar re n'her
gwelont ket. Er c'heriou ha var ar maez e vez evet betek koll ar
penn, ar skiant; evet e vez kalz re a win, chistr, kalz re a alkool,
odiv, hag e weler tud, krouet henvel ouz Doue, o tiskenn izeloc'h
eget al loened, oe'h ober pec'hejou bras, o laveret pep seurt traou
divalo. Familhou eleis a zo dismantret, kaset da baour, o veza
m'eman an tad o koll e amzer hag o tispign e arc'hant en ost
leriou; mammou a zo o veva en anken, en dristidigez, a zo therz
riet gant priejon dibenn ha digalan; bugale vihan ne welont dirag
o daoulagad nemet skouerioù fall, ha d'o zro, pa vezont bras,
a gemer ive ar tech da eva. Lavarab e vez : « Laer diwar laer ! »
Gant muioc'h a wirionez e c'heller lavaret : « Mesvier diwar mes
vier ! »

Unan bennak en deus kavet brao komz eus mesverien santel
Breiz. An dra-ze a zo ober goap. Ar vesverien n'int ket sent, ha
gouda ma vent eus a Vreiz, met tud dimerz, sempl, n'int ket
gouest da harpa ouz eun tech fall.

En e Lizer evid ar C'horai 1912, Aotrou 'n Eskob Kemper a
skrive evelien : « Daoust ha n'eo ket mezus gwelet eun den, krouet
henvel ouz Doue, eun den santellaet gand ar zakramanchou, o koll
e benn ! Evel ma komz ar Skritur Sakr, ehana a ra da veza den
evid em lakaat e renk al loened. Piou a c'helpo kompreñ e ve
deuet an tech fall-ze da c'hrizienna ken doum en eur vro gristen ?
Skrija a reomp o klevet pegelement a odivi a vez evet e parrezion an
eskopti. Ha muioc'h c'hoaz e skrijomp pa lenomp er c'haseten
nou pegelement a dud a vez mezo, pegelement a dorfejou a deu da
heul ar vesventi. An tech-se a ra droug bras d'ar feiz, d'ar relijion,
d'ar vro... Poania a raimp da zisc'hrizienna an tech-se, hag heb
ehan e roimp meuleudi ha sikour d'ar Vreunriez katolik a vo
saget evid ober brezel d'an alkool milliget. »

Ya, eleis a eneoù a zo kollet abalamour da dech mezus ar ves
venti. Ha setu perak ni, kristenien, a dle poania da barea hor
breudeur eus an tech-se, lakat hon hano er Groaz-Wenn ha skigna
ar Vreunriez ze endro d'eomp.

Petra eo ar Groaz-Wenn ? Setu aman : Eur Vreunriez savet etouez

ar Gatoliked evid ober brezel d'ar vesventi ha d'an odivi milliget.
Benniget eo gand an eskipien hag an Tad Santel ar Pab.

Hanvet eo evelse abalamour ar re a laka o hano evit bloaz d'an nebeuta a c'hell dougenn eur vetalem a zo en he c'hreiz eur groaz wenn gand ar geriou-man endro d'ezi : « Enor, yec'hed, eurusted. »

Goulem a ra lezel a gostez an alkool, odivi (nemet urz a rofe ar medesin en eur c'hlenned bennak). Eva a c'heller gwin, chistr, bier, limonad, gant ma ne vo ket evet re. Rak, skler eo, an him a vije mezo gant gwin, chistr, ne c'hell ket chom er Groaz-Wenn.

Daou rumm tud a zo er Groaz-Wenn. Ar rumm kenta a bromet lezel a gostez an odivi. An eil rumm a ra muioc'h. Prometi a reont lezel a gostez, nam hepken an odivi, met ive ar gwin, chistr pep boesoun goust da vesvi. Ar reman a zo er Groaz Aour.

Ar rumm kenta a lavar eun Ave Maria bemdez evit ar Vreuriez hag ar bedenn-man :

« O Doue hon Tad, evit diskouez d'eoc'h va c'harantez, rapari hoc'h enor ofansen, evit goumit eneou, me a bromet chom hirio hep kemeret boesoun ebet grët gand odivi.

Kinnig a ran d'eoc'h ar binijenn-ze a-unan gant sakrifiz ho Mah Jezus-Krist a deu bemdez d'em em ginnig var an Aoter evit ho kloar. Evelse-bezet grët. »

An eil rumm a lavar : « Me a bromet chom hirio hep kemeret gwin, na chistr, na bier, na boesoun ebet goust da vesvi. »

Induljansou bras a zo staget gand ar Pab ouz ar Groaz-Wenn. Induljansou plenier, var bouez kovez ha kommunia : 1^e d'an deiz ma vez roet an hano; 2^e d'a c'houel sent patron ar Vreuriez ; Saint Yann Vadezour (24 mezeven), hag e eskofti Kemper, da c'houel Saint Korantin (12 kerzu), pe d'ar zuliu varlere'h; 3^e) da c'houeliou Nedelek, Pantekost, Hanter-Eost, Holl Zent; 4^e) eur vech ar miz, d'an deiz ma karer.

Ouspenn-ze : 300 dervez induljansou bep tro ma z' er d'eur gonferans grët aberz ar Groaz-Wenn; bep tro ma tistroer unan bennak diouz an odivi; bep tro ma kaver unan bennak da lakat e hano er Vreuriez.

E mez ebrei 1914, meur a hini eus kenvreudeur ar Groaz-Wenn a voe e pelerinaj e Roum. Eno, epad meur a zervez, dirak kardinal, o deus komzet etrezo eus an doare wella d'ober brezel d'ar vesventi, d'an alkool.

D'an 23 a viz ebrei e voent digemeret gand ar Pab Pi X. Ar pab o meulas, a lavaras d'ezo e anaoudegez vat evit kement a reont, o fedas da genderc'hel gant nerz-kalon o labour santel. Ouspenn-ze, evit lakat ar gatoliked da rei muioc'h mui o hano d'ar Vreuriez eñeb an alkool, ar Pab e-unan a roas e hano.

Petra zo d'ober evit mont er Groaz-Wenn ? Setu aman penaos eman an traou e eskofti Kemper. E pem ar Vreuriez ez eus eur Rener hanvet gand an Aotrou 'n eskob : an Aotrou Uguen, e kloardi Pont-Kroaz. E pep parrez, an aotrou person a c'hell sevel ar Vreuriez ha kemeret an hanoion.

Hag ar re a ro o hano n'o deus nemet denc'hel mat d'o fromesaou.

J. U.



Buez Sant Fransez a Assis

TREDE PENNAD
FRANSEZ GALVET GANT DOUE
(1207-1208)

KENTEL 1. — Klask a ra he hent. — Bazatet gant al laeroun. — Eur guiskamant. — Guall gaset adarre.

Pa oue guisket, Fransez e dec'has, evit eur pennad amzer, dioch' kear Assis; ezom en doa da veva he-unan gant Doue. Sevel a reas er c'hoajou a zo en hanter-noz da gear, ha dre ma z ea, o sonjal er viktor en doa gounezet var an ourgouill, hag o velet ar meaziou kaer a oa dirazhan, e kane a greiz kalon.

Laeroun kuzet er c'hoat a zaillas varnan. « Piou out ? emez ho.

— Me a zo kannad ar Rose bras, » a respountas an den yaouank. Al laeroun, gouda beza sellet ouz ar paour-ze, a lavaras etrezho : « Kollet en deus he benn ! » Guall gaset ha bazatet e oue ganthro rust aoualc'h, ha da c'houde, taolet en eur faoz leun a ere'h, rak eur goany kalet a oa er bloavez-se : « Choum aze, emez ho neuze da Fransez, o c'hoapât anezhan, choum aze, kannad paour an Aotrou Doue ! » An den yaouank a zavas gant poan, mes a benn eur pennad, ec'h en em roas da gana adarre.

Mont a reas neuze, evit kaput eun tam benag da zebri, d'eu leandi menec'h euz Urz Sant Beneat; al leandi-ze a oa oc'h eur menez, e kichen Gubbio. Great e oue d'ezhan, eno, sikour skoata ar skudellou hag al loaiou er gegin. Mes ne joumas ket pell er gouentse, rak ar guiskamant en doa bet digant esköp Assis a oa eat re fall, ha ne roet hini all ebet d'ezhan.

Ober a reas eta hent betek Gubbio, rak bez' en doa eno eur mignoun, Frederik he hano, hag a oa mad ar bed ganthan. Goulen a reas digant a mignoun-ze eur pez dillad benag, ha Frederik, gant truez outhan, a roas d'ezhan guiskamant an ermitied a veve er c'hoajou var dro kear : eur zae verr, eur gouriz ler, eur boutouler krenv hag eur vaz vad.

Pa oue guisket, an den yaouank a zistroas da Assis. En hent, e reas eur brezegen d'an dud en eur gear vian, mes keariz a oue fall evithan. Goude beza he zelaouet eur pennad gant evez, keariz a gavas re galet ar pez a c'houleme digantho, setu ma tirollas an hu hag ar youn varnhan, a berz eun toullad pennou skany. Taolet e oue mein ha pri ouz ar prezeger. Fransez a yeas neuze gant he hent adarre, hag a voalc'has he zae er ster genta a gavas.

KENTEL 2. — **An dud lor, en amzer Sant Fransez.** —
Ho guiskamant. Hospitaliou evitho.

E testamant Sant Fransez, skrivet eun nebeudik bloavezion ar arok he varo eurus, e lennomp ar c'homzou-man : « Er penn kenta euz an amzer m'oun en em roet da Zoue, goude m'em bevoue troet kein d'ar bed, em eus gallet diskouez karantez d'an dud lor, rak epad m'oun beter bed, em boa donjer outho. »

An dud lor a oa kalz stankoc'h eget hirio, en amzer Fransez a Assis. Abalamour da-ze, an dud vad o doa savet hospitaliou d'ho repui, gag en amzer ar zant, e oa naontek mill anezho.

An dud lor o doa difen da vont etouez an dud yac'h, dougen a reant eur guiskamant dishenvel dionz hini an dud all, evit ma vije easoc'h ho anaout. Maget ha guisket e vezent en hospitaliou savet evitho, mes ho buez a oa kalet, abalamour ne c'hellent ket mont gant an dud all.

Ar re anezho ne felle ket d'ezho mont d'an hospital, a veve e kichen enn hent bras benag, en eul lochen great evitho, gag an dud vad a lakea laouen eun aluzen er skudell fall a veze a vel dirak al lochen-ze.

Eur c'halz euz hospitaliou an dud lor a oa pinvidig, rak an dijentiled a roe arc'hant d'ho zevel, gag eur maread mare'heien ha leanezed a rea al labour en hospitaliou-ze. Urz ar mare'heien a oa bet lakeat diudan skoazel Sant Lazar; ho Mestr bras d'ezho a ranke beza lor he unan; al leanezed a veze great euz ho Urz : Seurezed Sant-Yan Jerusalem.

An den lor a zouge atao eur zae zu, tak en amzer-ze ar goazed a zouge oll saecou, eur voel guen a c'holoe ho fenn, gag ho dorn deou a heje'eur strakell gag a lavare freaz d'an oll : « Eun den lor benag a zo tost d'eoum. »

Epad ma renas he vuez a blijadur, mab Per Bernadone en doa spount pa vele eun den lor, skrija a rea kerkent, mousira a rea var he fronelloù evit stanka an hent ouz ar c'hoaz fall a daole an den lor; ha mar gelle, e tec'he.

KENTEL 3. — **Fransez hag an dud lor; treac'h eo.** —
Pokat a ra d'ho dorn.

Bloaz benag ar arok trei kein d'ar bed dirak he dad hag an Aotrou 'n Eskop, an den yaouank en doa klevet Doue o lavaret d'ezhan, epad ma pede : « Va mab, ma peus c'hoant ar aout ya bolontez, e rankes disprijout ar pez e peus karet, ha kaout kasouini ouz an traou a rea plijadur d'id er bed. Na spount ket o vont dre an hent nevez-se, rak pa gavi c'houero an traou a blij d'id breman, e kavi er c'hountrol, saour ha dousder en traou a zisphj d'id. »

Prestik goude, er bloaz 1206, eun dervez ma oa var ar meaz o pourmén, setu padal eun den lor o tont a benn d'ezhan. Fransez a oa var varc'h. Kerkent ha ma velas al lor, an den yaouank a oue varnez ober d'he loen mont var he giz, mes neuze o feuas da zonj d'hezan euz komzou Doue : « Ar pez a rea poan d'id beteghen, a die beza chenchet e dousder hag e plijadur. »

Mont a reas eta betek an den, gag e leac'h teurle aluzen euz

a bell, evel guechall, e tiskennas diwar gein he loen, e lakeas he aluzen e dorn al lor, gag e pokas d'an dorn-ze, debret ha c'houezet gant ar c'hlenned louz.

En he strafill, Fransez ne quie ket penaoy en doa great evit sevel en dro var gein he varc'h. Pa bokas d'al lor, e krene he izili, kement a zonjer en doa, mes pa oa o vont adarre gant he hent, e santas he eue evel beuzet en eur mor a zousder. Treac'h e oa bet. Pa reas eur zell var he lerc'h evit guelet c'hoaz al lor, n'her guelas nuni : daoust gag Hor Zalver, en doa kemeret furn an den-ze ?

Trec'h bet en doa, mes nec'het e oa bet er penn kenta. Evit kaout an treac'h penn da benn, an den yaouank a 'z eas, eun nebeud derivezioù divezatoc'h da hospital Sant-Salver. Mont a reas eno e kreiz ar re glany, temma a reas euz he c'hotel eur yalc'h leun a arc'hant, ha rei a reas eun aluzen gaer da bep hini euz ar geiz a on bodet en dro d'ezhan. Gant he aluzen, an den yaouank a roas adarre eur pok da bep dorn.

Divar an derivez-se, mab Per Bernadone a one mestr d'ezhan he unan.



Sonjit ervat

Ar seisvet eurusted eus an Aviel.

I. — Sonjit ervat e komzou hor Salver : « Eurus an dud a beoc'h, rag gwir vugale int da Zoue. » Nak eo eun dra gaer beva e peoc'h. Ar peoc'h a ra, war eun-dro, eurusted ar c'horf hag an ene. Piou ne garfe ket kaout an eurusted-se ? Evit e c'haout n'eus ezom nemet gouarn mat hoc'h ioulou-direiz.

II. — Sonjit ervat : an dud a beoc'h gwirion eo ar re a gar beva er peoc'h, ha gwelet ar re all o veva eveldo. Poania a reont gwella ma c'hellont da hada ar peoc'h en dro d'ezzo. Labourat da hada ar peoc'h ra zo ober labour ar Speret-Santel, a zo al liamm a garantez a unan etrezo tri ferson an Dreindet, hag a stag ive ene an den ous Doue. Diwallit d'ober war an douar-ma labour an droug-speret dre o komzou hag o skueriou fall. Ober a rafec'h eur pec'h, unan eus ar re voassa, ene hor Zalver e-unan.

III. — An dud a beoc'h a zo hanvet e guirionez bugale Doue, rag henvel int ous Doue, « tad ar peoc'h ». Er peoc'h hag er peoc'h hepken e kaver Doue.

Daoust ha n'eo ket gwelloc'h ganeoc'h beza eun den a beoc'h, eun den-doue eget beza eun den a speret hervez ar bed ! Ha pa ve red d'eoc'h dioueret eun e asamant bennag, dalc'hit ato mat d'ar peoc'h ha Doue o karo evel e vugel.





Bleuniou Sant Fransez

VIII^e Pennad

*En an Doue, ma mignoned,
Selauvit mat, hag e kleofet
Ar pez a zisklérias, eun de,*

*Ma oa oc'h ober eur bale,
Gant e Vreur Leon, Fransez,
Diwarbenn ar gwir Levenez.*

Ar goant a boneze, rust ha kri, war ar bed;
An avel a oa yen, an douar 'oa skornet;
Dindan ar gwall amzer, Sant Fransez a gerze
War hent Perouzia da Vari-an-Aele,
Pa c'halvas Breur Leon, eun tamm araok d'ezan.
Da gaout ar vadelez d'ober eur gaoz gantan.
« O, Leon, ma breur ker, ra deurvezo Doue
Rei d'imp e c'hrasou mat, noz-ha-de, ha bende,
« Ma c'halfemp holl bezan, dre-holl war an douar,
Skouerion a santelez, a santelez dispar.
Taolit pled, koulksoud, la lakit start 'n ho penn,
Gwir santelez Doue, 'man ket eno a-grenn.
Kaoz kaer a oa gante, dre ma 'ént gant o hent,
Ha Fransez, d'e vignon, a lavaras kerkeut :
« O, Leon, ma breur ker, hag e c'halfemp ni holl
Adrei ar sklérienn d'ar re dall, en eun taol,
Adlakout en o flom, tud siet, mac'hagnet,
Adrei d'ar re vouzar, kerkous all, ar c'heved,
D'ar re gamm, ar c'herzed, bag ar gomz d'ar re vut,
Argas an drouk-spered, er-maez a gorf an dud;
Hag e c'halfemp ni holl, ar pez 'zo kaeroc'h c'hoaz,
Tud pevar de maro, buhe emne degas.

“ Skrivid raktal, ma breur, ne gaofemp ket eno,
“ C'hoaz, ar gwir Levenez, nann, nann, war ma meno. » —
Gant eur seurt menoziou, 'kever berr an amzer;
Ha Fransez d'e vignon, 'lavaras berr-ha-berr :
“ O, Leon, ma breur ker, hag e c'halfemp ni, c'hoaz,
Anaout ar holl yeziou hag ar skiantou bras,
Goût dre envor, zoken, Leor ar Skritur Santel;
Ma c'halfemp diougani (1), larout, didroïdell,
Ar pez 'dle c'hoarvezout, en amzeriou da zont;
E-kreiz ar c'halonou, evit lenn, dre guz, mont,
Ac'hanta, ma mignon, skrivid gant ho pluen :
‘Gaofet ket, c'hoaz, e ze, Levenez penn-da-benn. » —
Fransez hag e vignon, hag int goustad monet,
Da Vari-an-Aele, a dostae bepred,
Ma savas mouez ar sant : « O, Leon, ma breur ker,
Danvadezig karet gant Doue Hon C'hrouer,
Hag hon defe ni, c'hoaz, da gomz, teodou aele,
Ha goût e rafemp ni penôs e c'hall bale
Heol ha loar ha stered, ken lintrus o goulou,
De-ha-noz 'us d'hon fenn, e-kreiz bolz an Nenvou;
Holl galloud al louzou da barean klenved,
Ha da rei ar yec'hed d'an dud gantan taget;
An holl dreou kaer kuzet, dre-holl war an douar;
Anaout evned, pesked, hag o natur dispar;
Petric ez eo an den, al loened hag ar gwe,
Ar vein evel an dour, krouet holl gant Doue,
E c'halfec'h, me a gred, 'n em lakaat da skrivan :
Al Levenez gwirion, eno, c'hoaz, nann, n'eman. » —
Oa ket echu d'ar gaoz; gant o hent êt pelloc'h,
Sant Fransez, a-greiz-holl, a vovez kalz uheloc'h :
O, Leon, ma breur ker, hag e teufemp a-benn
Da chonit da Zoue an holl dud digristen.
Rei e ran d'ec'h ma gér, al Levenez gwirion
A veve, c'hoaz, siouaz, pell-pell diouz hon c'halon. » —
O klevout kement all, Breur Leon, sebezet,
A c'houlennas raktal, digant e dad karet :
En an' Doue, ma zad, bezit ar vadelez,
Da larout d'in petra eo ar gwir Levenez ! » —
P'arrufomp, 'me Fransez, du-hont, d'an abarde,
E kichen manati Maria-an-Aele,
Gleb-dour-teil hon dillad, war hon zammik kroc'henn,
Betez penn hon daoulin, gant peb a gailharenn,
O krenan 'vel an deil, hon izili skornet,
Hanter vary gant an naon, ha gant tan ar sec'hed;
Arru war an treuziou, pa skofomp war an nor
Da gaout eun tammo repu ha da c'houlem digor,
Ar porzier, a-dra-sur, a lavaro dioustu :
Araok ma tigorin, 'glevit ket, piou oe'hu ? » —
Daou-eus ho preudeur, a larfomp ni neuze, » —
Petra ! 'me ar porzier, n'eo ket gwir ar gaou-ze !

(1) Diougani : propétiser.

« N'oc'h ken 'met redieren, dale'hmat war an hentou,
 « O c'harz ar gwir bevien, da gaout aluzennou.
 « It araok, gant hoc'h hent ! ne deuit ken aman !
 « Sed aman, marteze ! Ya ! dont da glask lojan ! » —
 — « Ha ne digoro ket, hag e chomfomp er-maez,
 « Dindan an erc'h, ar skorn, da dremen an novez,
 « Hep gwele da gousket, sklaset hon izili.
 « Ha ni marv gant an naon, netra d'imp da zibri.
 « Ac'hanta, Breur Leon, ma c'houzanvoimp, e peuc'h
 « Kerzout hep krozmolat, a-hed eun hent ken teuc'h ;
 « Ma kredomp, c'hoaz, zoken, herve ar garante
 « A die bezan dalc'hmat birvidil 'hon iné,
 « Ha kuit a vrasoni, e oar mat, ar porzier
 « Piou 'eo, e gwirione, ya ! ya ! An daou redet ;
 « Ha ma kredomp 'ne deu d'hon distokan 'vel-se
 « Evid hon izelaat, nemet a-berz Doue ;
 « O neuze, Breudeur Leon, kred hardiz, ma fôr kaez,
 « Ya, kred eman eno, sur, ar gwir Levenez.
 « Ha mar ta'l'homp, end-eun da dorbitat an nor,
 « 'Vel tud prest da sodi, o c'hortoz kaout digor ;
 « Ha mar teu ar porzier, eun droug, eur fuc'h ennan !
 « D'hon argas evel tud 'ne dint mat da petra,
 « Met da didalvezan, elec'h gonit bara ;
 « Mar teu da valan groz, ha d'hon c'hunujenni (1).
 « Ha da c'hopal warnomp, kouls-all, gant rustoni :
 — « N'efet ket alese ! boued ar groug ! hailhoned !
 « It arôk, d'ar c'hlavandi 'lech' vefet repuett !
 « N'ez eus ket da rei d'ec'h ! n'ez eus netra, aman,
 « Evidoe'h da zibri, na muioch da vevan ! » —
 — « Ac'hanta, Breur Leon, ma ro d'imp gras Doue,
 « Da c'houzanv gant joa vras, ha gant gwir garante,
 « Bezan 'n eur seurt doare, taolet ha distaolet
 « Hag evit riblaeron (2) gant an dud kemeret,
 « Lakit dôn 'n ho spered, o, ma breur ker, Leon,
 « Ha skrivit : Sed aze al Levenez gwirion.
 « En tu-hont da ze, c'hoaz, ma renkfemp, gant an noz,
 « Ar yemienn, an naon, kas da benn hon menoz :
 « Mont, koustet pe gousto, tre 'barz ar manati,
 « Elec'h menel ar-maez, e riskl da bennsodi ;
 « Mar teufle ar porzier, fuloret, droug ennan,
 « Gant eur skourjez skoulmek, war-ze, d'hon bac'hatan,
 « D'hon stlejan 'kreiz an erc'h, da fregan hon c'hougoul,
 « Ha d'hon ehas da stoupan du-ze da foar an diaoul,
 « Goude bezan a-grenn brevet hon izili,
 « Ha graet eus hon c'horf paour, penn-da-benn, eur gouli,
 « Ac'hanta, ma mignon, ma c'houzanfemp, dic'hloaz,
 « Bezan, evit Jezus, peur-lakêt war an noaz,
 « 'Vel 'c'hoarvezas gantan, epad e Basion ;
 « O, neuze, me lar d'ec'h, e kaofec'h, Breur Leon,
 « N'eus ket da larout nann, 'n eur bleugenn 'vel honnez,
 « Ar gwir evurusted, hag ar gwir Levenez.

(1) Kunujenni : injurier. — (2) Riblaer : filou

« Selaouit, c'hoaz, breman, Leon, evit klozan,
 « Rak tremen poent 'eo d'in, ma c'hudenn dibunan :
 « E-touez ar grasou kaer, a ro, d'e vugale
 « Hon Salver Jezus-Krist, da gaerât o iné,
 « Da ober sent gante, n'ez eus kaeroc'h hini,
 « Eget ar e-hras dispar a ra d'imp 'n em drec'hli,
 « Ha gouzany hep 'n em glemm, vid an Aostrou Doue,
 « Poan, trubuilh ha glac'hар ken lies ha bemde,
 « Penôs, e gwirione, e kemerfemp ni gloar !
 « N'hon deus d'imp hon unan, netra, war an douar,
 « Petra na lavar ket, An Abostol Sant Paol :
 — « Sellit ouz ho madou, hag o c'hompouezit holl,
 « Hag e welfet haghen n'eo ket a-berz Doue,
 « Oc'h eus o piaouet (1) d'o implijan bemde,
 « Evit petra, dre-ze, kaout kement a emc'hloar (2),
 « Evel ma vijec'h mestre ha perc'henn d'e, hep mar,
 « An den a renk tremen lies dre ar pikou,
 « Peurblegan d'ar glac'h ar ha d'an holl drubuilhou ;
 « Eno, eman an dalc'h, evit kaout lor'hente,
 « Herve ma lavar d'imp an Abostol war-ze :
 « Doue d'am miro, me, e baourkaez servijer,
 « Ma ne gemitin lor'h 'met gant kroaz Hon Salver,
 Ra vezoz e anō gant an holl kanmeulet,
 Hed-ha-hed an amzer. Evel-se bezet grael.

P.J.

(1) Piaouan : posséder. — (2) Emc'hloar : orgueil.

Kelou eus ar Vreuriezou

Bizit ha retret an Trede-Urz e Kemperle

Evel ma 'z eo gourc'hmenet dre ar Reolen, ar Vreuriez-ma he deus he bizit bep bloaz. Bep daou vloaz ive ez eo boazet da gaout eur retret. Netra gwelloc'h evit miret da gloaraat e servij an Otrou Doue.

Chapel ar Vreuriez eo Chapel « Leanezed ar Retret. »

Eno o deus en em votet an holl Tersiered eus diou barrez Kemperle ha ganto eun nebeudig a C'hoarez aill eus ar parreziou tosta.

Bemde epad ar retret a vije peder brezegem galleg bag ous-penn an Otrou Chaloni Gadon, Person Iliz ar Groaz-Santel, en deus bet ar vadelez da brezeg d'ar C'hoarez na gomzont nemet brezog-neg.

Breuriez Kemperle a zo unan eus ar re gosan eus Eskopti Kemper. An Tad Teodor, prezeger ar retret, a zo eurus da rei dezi an testeni he deus gwir spered hon Tad Sant Fransez. Asamble ar miz a zo heuilhet gand an holl bag ar beleg a zo karget ouz ar Vreuriez a gemit kals a breder evit he dere'hei war an hent mat.

Evid an amzer da zont, e pedomp ar C'hoarez, eus parreziou tro-var-dro da Kemperle ha n'o deus ket an eurvad da gaout retre-jou evito, da zont holl d'ar retret roet bep daou vloaz e Kemperle.



Trede-Urz Sant Fransez e Santez Anna Wened

23-24 Gouere

Evid an 29^e gwerch, Breuriezou anTrede-Urz, eus an tri Eskopti (Gwened, Kemper ha Sant-Brieg), o deus en em volet dirag o Mamm garet Santez Anna. En desped d'al labour ha da Vouel bras ar 26, ar pelerined a oa deut ken niverus ha biskoaz. An ali roet er miz diveza e *Kentellou Sant Fransez* a zo bet eta selaouet mat.

Gwellet em eus, etouez ar re all, Tersiered eus Goudelin, Plouegar-Mor (Eskopti Sant-Brieg); eus Plogonnec, Poullan, Ar Pont, Plonevez-ar-Faou, Kerrien, Gwitalmeze, Gwipavas, Lampol, Montroulez (Eskopti Kemper).

Trugare d'ar re a zo deut d'en em unani gant o Breudeur hag o C'hoarezed eus Eskopti Gwened.

Da serr-noz, prosesion a goulo war dachen ar Scala Sancta. Gonde, en Iliz-Veur, dirag ar Zakramant, prezegenou e gallek hag e brezoneg.

Da hanter-noz, eur brezegen vrezoneg evid an Tersiered eus Kemper ha Sant-Brieg.

Da eun eur, hent ar Groaz e brezoneg grêt gand eur belek, niz d'eun Tad Kapusin. Eñivoret en deus an hent ar groaz grêt gantan e Jeruzalem, brema ez-eus daou vloaz.

Etre ar prezegenou, a zo bet kanet kantikou, lavaret ar Rozera ha bep seurt pedennou.

A dra zur, hon Tad Sant Fransez, a dremene kement a noz-veziou o pedi dirag an Oter, en devezo anavezet evit e wir bugale an Tersiered a voe an noz-sé e Santez Anna.

Da 3 eur, oferem ar gommunion; goude, eun tamm diskui.

Da 9 eur, oferem ar pelerinaj ha prezegenn var an doujans a deer d'H.T.S. ar Pab.

Da 10 eur, an Tersiered o deus en em lodennet. Eul lodenn a zo êt da Déat Nikolazig. Eno a zo bet lennet eur skrid talvoudek var an doare da zevel beletien ha misionerien. Kaeran eñor da veza galvet da servicha Doue ! Ra compreno an Tersiered an dever o deus da rei da Zoue eur bugel pe da viham da zikour ar vugale-ze a fell dezo labourat da savetei an eñeeou !


Eul lodenn all en em vodas e chapel ar C'hloerdi Biban evit klevet c'hoaz eur ger bennmag diwarbenn Sant Fransez.

Da 1 h. 1/4 goude kreiste, bennoz ar Zakramant, bennoz H.T.S. ar Pab, eur beden diveza da Santez Anna ha kenavo d'al lec'h benniget !

« O kaera gouel ! n'hon deus ket kavet hir an amzer, e lavare meur a hini. »

Bezit sonj eus ar c'homzou-se, c'houi hag a oa chomet er gêr, ha deut, e 1928 da 30^e pelerinaj an Tersiered da Santez Anna.

F.



LOURD, katekiz beo

EISVET DEVEZ.

Lourd ha mister an Inkarnasion.

Klevet hon doa, deac'h d'an noz, ar Verc'hez gloriis Vari o lavaret da Vernadet : « *Me eo an Hini a zo bet konsevet heb pec'hed.* » Dindan an neubeut komzouze ez eus meur a virionez. Evelse, guelet a reomp dindanno ez eus eul liamm stris etre Lourd ha mister an Inkarnasion a gomzimp outan herio. Perak edoug an oll gantvejou n'eus bet nemet Mari diouallet diouz ar pec'hed orijinel ? Abalamour ma felle da Zoue adusevel gouenn an dud, — abalamour ma thee Mab Doue en em ober den ha beza dre eno eus lignez Adam hag Eva, — abalamour n'oa red d'Ezan evit-se, kaout eur vamm, — abalamour ma felle d'Ezan e vije ar Vamm-zé gian ha din da generet perz e labour an dasprenadurez. Evel ma z eo Mari konsevet heb pec'hed, alc'houez Lourd, evelse an Inkarnasion a zo alc'houez Mari konsevet heb pec'hed.

N'omp ket souezet eta e ve kenta mister ar Rozera kenta mister buez Jezuz-Krist var an douar. Evit sonjal guelloch'ennan deomp a spered da Iliz ar Rozera dirak an daolen genta.

Tabernakl an aoter a zo bet great, e bihannoc'h, henvel ouz ti dister Nazared, an ti n'eo deuet Mab Doue eman d'en em ober den, evel m'her guelomp var an daolen a zo uheloc'h.

Ar Verc'hez Vari a zo var he daoulin en ti ema-hi o chom ennan gant he fried Sant Jozef. Lenn a ra eur pennad eus ar Skritur-Zakr, ar pennad a gomz Izaï ennan, sez kantved araoak an neventi, ouz Mab Doue en em c'hreat den.

Dirazi e velomp an arc'hel Gabriel a zo o tisken eus an neny e kreiz eur goabrenn lugernus : hen iveauz a zo var e zaoulin. Var e zaoulin, eun eal, dirak eur vaouez keas !.... Ah ! ar vaouez-se a veza da viken Rouanez an elez, n'eo ket dre natur mes dre c'hras Doue ! Hag abalamour da ze an eal a salud ar Verc'hez evel leun a c'hras : Ave, gratia plena !

Neuze Gabriel a ra ar gefridi m'eo bet karget d'ober gant an Tad a zo en neny; guelet a reer Heman en nenvou, stouet varzu an douar evel evit selaou ar respont a roio Mari d'e zervicher.

Ha Mari a ro he asant.... hag ar Spered-Santel a zisken varni : Mister an Inkarnasion a zo peurc'hreat ha goareg ar glao a sked uz an douar evel eur zin eus an egleo a vez renevezet etre Doue hag an dud.

Ha setu aman kenta frouzezen burzodus an Inkarnasion. An eil daolen a lak anez i dirak hon daoulagad. Mari a zo eat da velet he c'himity Elizabed a zo, c'houec'h miz 'zo, manm ar bugel a gomezo an hent dirak ar Mesiaz : an Arc'heil Gabriel eo en deus roet ar c'helou-ze, d'ar Verc'hez.... E guirionez, setu tremenet c'houec'h miz abaoe ma z eo sklabezet ar bugel bihan-ze gant ar pec'hed orijinel. Mes ar Verc'hez glorius Vari a deu da di he c'himity hag eur burzud a zo great : Jezuz a ro ar zantelez da ene Yann, en eul lemmler divarnan ar pec'hed orijinel, hag Elizabed a zant o tridal gant ar joa an hini en deus bet eur c'hras ken dispar !

**

Erfin, ar Gomz en em c'hreat den a zo o vont da veza diskouezet d'ar bed : an dreda taolen eus misteriou ar Rozera a laka gini-velez Jezuz dirak hon daoulagad. Taolomp varni eur zell devot.

Oc'h adori Jezuz nevez ganet e velomp en eun tu ar vesaerien, en tu all ar Rouaned. A dra-zur ni a oar e teuas ar re-ze araok ar re-man : easoc'h e oa d'ar vesaerien diredek diouz ar meazion a oa en dro da Vetelem eget ne oa d'ar Rouaned dont diouz ar zav-eol. Mes an taolenner kristen en deus bodet var ar memes taolen ar bastored hag ar rouaned evit diskouez e tle en em gaout dirak kraou Jezuz an dud pinvidik hag an dud paour, an dud desket hag an dud dizesk, tud ar zav-eol ha tud ar c'huz-eol : an Inkarnasion a zo bet great evit an oll : an oll o deus o fias e kichen ar Bugel-Doue.

**

Kendalc'henn a c'hellfemp gant histor Jezuz, Mah Doue en em c'hreat den, livet var daolennou Lourd. An taolenou a deu var-lerc'h a ziskoues d'eomp Jezuz kinniget en Templ, ha, daouezek vloaz goude, Jezuz er memes Templ etouez doktored al lezen souezet gant furnez e c'houlemnou hag e respontchou. — Aman bag abouet skeudennoù Sant Josef a zigasfe d'eomp da zonj euz buez kuzet Nazared : buez a beden, a labour hag a humilité evit Jezuz epad tregont vloaz. — Skeuden gaer Sant Yann Vadezour, e penn an hent a gas diouz plasen ar Rozera d'an iliz-veur a rafe d'eomp soujal e prezegennou an hini a zo bet karget da gompeza hentchou ar Mesiaz. — Chapel Saint Per a larvarfe d'eomp ez eo zet savet an Iliz bag ar Pab gant hor Zalver Jezuz-Krist. — Ar brofeted a velomp o skeudennoù e iliz ar Rozenra a rofe d'eomp da c'houzout en deus Jezuz great kement o doa an-nosset divar' beun ar Mesiaz.... Mes poent eo troc'ha berr....

Ar pez a ziskouez ar guella mister an Inkarnasion ez eo Mari he-unan. Hi eo he deus lakej Jezuz er bed; hi eo he deus bet ar c'hrasou a oa red evit kement-se, dreist-oll ar c'hras da veza bet konsevet heb pec'hed, ar c'hras hag a ra euz Lourd ar psz ma z eo. Aslavaronn eta eur vech muioch en eur echui, peden an Ave Maria : « Santez Mari, Mamm da Zoue, pedit evidomp !.... »

SKOUER

Paredigez ar bugel Marsel Hubert.

Marsel Hubert, eus Langr, oajet a zek vloaz hanter, maro e dad var an dachen a henor, a oue bet taget e miz meurz 1922 gant klenved ar c'houesk. Abenn pemp pe c'houec'h sizun, pa oue kouezet e dersien ha tremenet e boan-benn, e oue guelet e oa seiset divisker ar paourkeas klanvour ha ne c'helle chom en e zav.

Ervez ar vedisined boeden e liven-gein a oa gouliet gant ar c'hlenned hanvet e galleg « myélite », klenved grevus ha ne c'hell ket beza pareet. Ar bugel keas a oa kondaonet eta da jom astennet var e vele ken a deuje ar maro d'e gerc'hat.

An devez araoed mont da Lourd, medisin ar familh Hubert, an Aotrou Brokard, en doa klasket lakat ar bugel da jom en e zav; mes en aner, rak dirak e gerent glac'haret ha dirak meur a dest all, ar bugel a oue kouezet deustu.

Gourvezet var eur c'hrevaz ha seiset atao, ar c'hlanyour bihan a zo digouezet e Lourd d'an 23 a viz eost ar bloavez 1923. Antronoz epad ma soubet anezan er pisin, vardro dek heur eus ar mintin, ar bugel a larvaras e oa eun dra bennak o klask lakat anezan da zavel. Kerkent e oue sikouret d'en em lakat var a dreid, mes kouez a'reasadar var e gravaz, ken di'halloñd atao da jom en e zav.

Ar memes devez, d'an abardaez, Marsel a gemeras e blas evit prosesion ar Zakramant : astennet e oa var an eil renk hag ar prosesion a dremenias hep ne zantas netra. Mes goude ar prosesion ha bennoz ar Zakramant, pa oue frank ar blasen dirazan, Marsel a zellas en dro d'ezan, a aezzas, a zavas e-unan hag en em lakeas da vale, eur mouse'hoarz var e vizellou.

Er buro, ar c'houec'h medisin karget da zellec outan, a velas e oa pare mat ar c'hlanyour : ne oa mui gouli ebet en e liven gein. Pell diouz beza seiset, e zivisker a deue brao o labour ganto, ken hrao ma reas eur pennad redel en dro d'ar zal, en eur c'hoarzin.

Abaoue ar 25 a viz eost 1923, Marsel Hubert n'en deus bet klenved ebet; yac'h eo evel eur pesk en dour; kresket ez eo kalz ha pernezus ez eo iveau.

Er bloaz goude e bareanz Marsel a zo distroet da Lourd gant e vamm evit trugarekât e vadoberourez eus ar baradoz.

Herio ez eo unan eus gwella kloareged bihan Langr. Ch'oant en deus da veza beleg ha prometet en deus konsakri da Zoue ar yec'hed hag an nerz en deus adkavet dre virakl.

Pedomp evit an anaou

Unan eus hon lennerien, an Otrou 'n abad RAISON, a zo maro ar 26 a viz Gouere. Ganet e Sant-Jili-ar-C'hoat, an Otrou Raison a oa bet da genta kelemer e Skol-Vras Lanmon ha goude Kure e Langoat. Skoet gant klenved ar skevent, nag al louzon, nag ear yac'hus ar meneou n'o deus gallet parea ar beleg yaouank. Hor goure'hennou a gengañ d'e vam glac'haret.

Buhez burzuduz eun douger-sammou MAZE TALBOT

Meur a himi eus hon lennerien o deus gouennet mar vele dastumet en eul levrig brao ar pennadou skrivet e Kentaliou Sant Fransez diwarbenn buhez burzudus MAZE TALBOT.

MAZE TALBOT ! Eul lampoon hag a zeu da vezan eun dougersammou, eur mezhier eus ar gwasa hag a zistro da vad ouz Doue, d'e bemp bloaz var-nugent.

MAZE TALBOT ! Eur paourkêz micherour, eun den a c'hounidigez dister hag a zeu da ren eur vuhez eus ar zantela.

Gwella skol d'ar vicherourien ha d'al labourerien-douar ! Kaera skouer d'an dud yaouank ! En Iwerzon (Irlande) e vro, an holl dud e fell dezo anaout e vuhez ; en eur ober 6 miz, 120.000 levrig a zo bet gwerzet.

E Bro-C'hall ar vuhez-se 'zo ive anavezet ha lennet gant milierou ha milierou a dud.

Na e fell d'eomp hep marc'hata moulla en hon yez eur vuhez ken estlammus ha rei da anaout d'ar Vretoned ar c'heneliou talvoudus a gaver enni.

RA VEZO EMBANNET HA BRUDET E PEB PARREZ BUHEZ MAZE TALBOT !

RA VEZO LENNET E PEP FAMILH HAG E PEP TI !

EUN DRA VAD E VEFE REI AL LEVRIG-SE DA VUGALE AR SKOLIOU, DA VUGALE AR CHATEKIZ, D'AR BARRIZIONIZ GOODE EUR RETRET PE EUR MISION BENNAG.

Evit n'en do den ebet digare da chom hep e lenn, ni a zo eurus da rei peb levrig evid **dek gwenneg** hepken, ar mizou-kas ouspen.

1 levrig	dre ar Post	0 fr. 70
10 —	—	5 fr. 75
25 —	—	14 fr.
50 —	—	28 fr.
100 —	colis postal, 3 kg.	54 fr.
150 —	— 5	80 fr.
300 —	— 10	158 fr.

Skriva d'an Tad THEODOR ROUSSEL

28, Avenue de la Marne, LORIENT.

Chèques Postaux de Nantes, — C.c. 46.28.

*

EUR C'HANTIK KAER NEVEZ !

An Eured Kristen

Meur a wech on deus klevet klemmou, abalamour na veze kavet kantik ebet da gana, var Zakramant ar Briedelez, da genver an eureujou, Setu perag on deus grêt moulla ar c'chantik kaer zo bet gwoet dija var Kentaliou Sant Fransez, miz Eost.

Na vezd ket dies lakât tud an eured da gener ar c'chantik se.

Gouennit eta kantik *An Eured Kristen* :

P. Théodore ROUSSEL, 28, Avenue de la Marne, Lorient.

Priz : 22 real ar c'hant, dre ar Post.



Librairie P. Téqui

82, Rue Bonaparte, Paris (VI^e)

VIENNENT DE PARAITRE :

Histoire de Saint Louis de Gonzague, Prince du Saint-Empire, religieux de la Compagnie de Jésus, par J.M.S. DAURIGNAC. — Sixième édition.....

10 fr.

Jésus-Christ dans l'Eucharistie, par l'auteur des *Avés Spirituels*

5 fr.

Le Guide Spirituel ou le Miroir des Ames religieuses, par le Bienheureux LOUIS DE BLOIS. Traduit par M. l'abbé F. de LAMENNAIS. — Nouvelle édition suivie des Maximes spirituelles de SAINT JEAN DE LA CROIX..

35.50

La Jeune Fille chrétienne à l'Ecole de Sainte Marguerite-Marie par le chanoine THÉVENOT.....

4 fr.

La Psychothérapie du Dr Vittoz. Une Philosophie pratique de la vie, par le Dr D'ESPINEY.....

2 fr.

Guérisons de Lourdes en 1926, par le Dr Auguste VALLET, Président du Bureau des Constatations médicales. — Préface du chanoine E. DUPLESSIS.....

5 fr.

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.



S. Yan-Vadezour

Hon tad S. Fransez

S. Laurans

S. Loeiz a Doulouz

S. Andre

Ra vo meulet JEZUS ha MARI ! Breman ha da virviken !
50 de p. g. (Pi IX, 1864).

Bloaz kenta

Miz Here 1927

Niverenn 10



Ra vez meulet Jezus Krist 1

Bepred.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Goueliou ar miz.....	173
Buhez Sant Fransez a Asiz.....	176
Kantik Jezus-Krist Roue.....	178
Santez Berc'had a Sued.....	178
Kelou eus ar Vreuriezou.....	180
Bleuniou Sant Fransez.....	181
Kenvredeur an Trede-Urz a die ober brezel d'ar ves- venti milliget.....	185
Sonjij erva.....	187
Lourd, katékiz beo.....	188
Perak emoun en Trede-Urz.....	191
Misionou	192

* Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz.

MIZ HERE

- 1 Sadorn ... Oñis ar Werchez.
-
- 2 Sul Seiteket Sul goude ar Pantekost
AN ELEZ MA5 — I.P.
- 3 Lun Vifil hon Tad S Fransez — (Yun ha vifil esid ar Breudeur hag
ar Choarezed eus an Trede-Urz.)
- 4 Meurz HON TAD SANT FRANSEZ. — A.J. — I.P.
- 5 Mercher . GOUEL ANAO AN TREDE-UZR. — I.P.
- 6 Yaou SANTEZ MARI-FRANSEZ, EUS PEMP GOULI HOR ZALVER A GWERCHEZ
EUS AN TREDE-UZR. — I.P.
- 7 Gwener ... Gouel ar Rosera.
- 8 Sadorn ... SADIEZ BERCHEZ, rouanez, intanvez eus an Trede-Urz.
-
- 9 Sul Triouec'hvet Sul goude ar Pantekost.
- 10 Lun S. Fransez a Vorria, kovez.
- 11 Meurz Eizvet hon Tad S. Fransez. — I.P.
- 12 Mercher . S. SERAFIN A VONTGRANARO, kapusin. — I.P.
- 13 Yaou S. DANIEL HAG E GOMPAGNUNEZ, merzerian eus ar Chenta Urz.
— I.P.
- 14 Gwener ... S. Kallixt, Pab ha merzer.
- 15 Sadorn ... Santez Theresa, gwerc'hez.
-
- 16 Sul Nadantekvet Sul goude ar Pantekost.
- 17 Lun Santez Hedwij, intanvez.
- 18 Meurz S. Lukas, Avieler.
- 19 Merc'her . S. PER ALKANTARA, kovez, eus ar Chenta Urz. — I.P.
- 20 Yaou AN DEN EURUS JAKEZ, Eskob ha Kovez, eus ar Chenta Urz.
- 21 Gwener ... Gouel Relegou Sant Brieg.
- 22 Sadorn ... Gouel Dedi Iliz-Veur Kemper.
-
- 23 Sul Ugentekvet Sul goude ar Pantekost.
AR PLACH EURUS JOSEFINA LEROUX, merzeriez eus an Eil Urz.
- 24 Lun S. Rafael, Arc'hel.
- 25 Meurz S. Krizant ha Santez Daria, merzerien.
- 26 Merc'her . AN DEN EURUS BONAVANTUR POTENZA, kovez, eus ar Chenta Urz.
I.P.
- 27 Yaou Vifil S. Simon ha S. Jud.
- 28 Gwener ... S. Simon ha S. Jud, Ebrestel.
- 29 Sadorn ... Gouel Relegou S. Erwan e Landreger.
-
- 30 Sul Unanuet war-nugent Sul goude ar Pantekost.
GOUEL JEZUZ-KRIST ROUE.
AN DEN EURUS ANJ PE EL AKRI, kapusin. — I.P.
- 31 Lun Vifil Gouel an Holl Zent (Yun ha Vifil).
AN DEN EURUS THOMAS A FLORANS, kovez, eus ar Chenta Urz.
— I.P.
AN DEN EURUS KRISTOF A GAHORS, kovez, eus ar Chenta Urz.



Buhez Sant Fransez a Asiz

TREDE PENNAD

KENTEL 4. — Fransez en ospital an dud lor, e Gubbio. —
War e zaoulin. — Den lor pareet dre vurzud.

Pa oa an den yaouank o tistrei da Asiz, e teus da zonj d'ezan eus ospital an dud lor e Gubbio; setu ma 'z eas di, evit trech'i muioch' h an tammiik doñjer a zante c'hoaz en e greiz, pa wele eul lor dirazan. Sonjal a rae : « Red eo d'in en em drec'hi war nêt. »

En dro-man, Fransez a yeas da chom etouez ar re glany, hag a voe hep dale ar gwella hag an tenera eus an dud a entente outo. Mont a rae war e bouezik diouz an eil d'egile, gwelech'i a rae o zreid, ha stellena rae o gouliou gant lienach, goude beza o gwelech'et. Awechou zoken, pa zonje mat e tleomp gwelet Hor Zalver e-unan en dud klany, ez ae war e zaoulin d'o louzaoui.

Epad ma louzaoue ar c'horfou, an den yaouank en doa sonj eus an eneou, hag a lavare eur gomz vat bennak d'an dud keiz, evit o dougen da c'houzanz a-unan gant Jezuz-Krist.

Eur gomz vat a daly kals hirroc'h d'an hini klany éged al louzou a vez laket war e c'houliou.

Doue, evit kennerza e zervicher, a reas d'ezan, meur a dro, galloud da barea dre vurzud an dud lor a louzaoue. Sant Bonavantur, ar zant bras deus renet an Urz a-bez tregont vloaz goude maro Sant Fransez, hag en deus skrijet e vuhez gant spred eun doktor ha karantez eur mab, en deus diskleriet unan eus ar miraklouze. Evelato, ar mirakl-man n'eo ket bet graet e Gubbio.

« Bez' e oa, eme zant Bonavantur, eun den eus bro Spolet hag a oa debret e zivoc'h hag e c'hiou gand ar c'hrign beo. Aet e oa da bardouna da Rom, ha goulenet en doa eno ar pare digand an ebrestel bras Sant Per ha Sant Paol, met ne oa ket bet selaoet. Ha setu m'en em gavas war hent Sant Fransez a Asiz. Klask a reas mont d'an daoulin dirag ar zant, met heman e vriatas gant karantez, ha kerkent ar c'hlanyour en em gavas pare. Muzellou ar zant o doa kaset kuit ar c'hlivened. »

Nag a boan a gemere Fransez gand ar re glany ! Nag a garantez a ziskouze d'ezo !



KENTEL 5. — « Rapar va Iliz ! » — Kesta a ra mein hag arc'hant. — Maget gand ar beleg.

Kredi a reer e chomas Fransez war dro eur miz da entent ouz an dud lor, en ospital Gubbio. C'hoant en doa beza trec'h evit atao d'an donjer en doa bet betek neuze evit ar re a oa taget gand ar c'hlenned-se.

Met an den yaouank santel n' ankounac'hae ket ar c'homzou a oa bet lavaret d'ezan gant Krist Sant Damian : « Red eo d'it rapari va iliz a zo o vont da goueza en he foul », setu ma tistrôas da Asiz. An Aotrou Per a oa atao karget eus al labour en iliz Sant Damian, ha Fransez a lavaras d'ezan : « Deut oun, en dro-man, evit kas va labour da benn. »

O veza n'en doa mui eur gweuneg, e voe red d'ezan kesta alunzen digand an dud vat evit rapari an iliz-se. Mont a rae bemandez war leur-gêr Asiz, hag eno, savet war eur maen ubel evel war eun daol, e c'houenne digand e genyroz rei d'ezan mein evit e labour. « An nep piou benak a roio d'in eur maen, emezan, en devezo eun digoll digant Doue; an neb a roio d'in daou vaen en devezo daou zigoll; hag an hini a roio d'in tri, en devezo tri digoll.

Lod eus an dud, goude beza selaouet ar prezeger, a zisklerie : « Kollet en deus e benn », lod all a zave a du gantan, e zifenne, hag a roe d'ezan, heman, arc'hant, hen-hont, mein. Hen o reseve gant levezenez, hag a zouge ar vein-ze beteg an iliz.

Fransez ne oa ket krenv, dinerzet e oa bet gand e yunion hag e binijennou, ha poanius e oa evitan bale war e droad gant eur zamm mein pounner war e choug.

Etretant, an Aotrou Per a vase Fransez, hag a roe d'ezan eur boued eus ar re wella, abalamour m'en doa truez outan. Lavaret a rae a wechou d'an den yaouank : « Ober a rit re, » met Fransez a gendalc'h.

Komzou ar C'christ a chome da voudinella dre e spered, hag en doa c'hoant senti, ar buana ma e'helpet.

KENTEL 6. — Ar zant a ya da glask e voued, hag a zebr ar pez a zo en e skudel. — Keginer mat.

Goude eun nebeud dorveziou, Fransez a gavas dies debri boued mat. Sonjal a rae outan e-unan : Daoust ha kaout a ri atao, war da hêt, eun den karantezus evel an Aotrou Per ? Nan, a dra zur. Ha neuze, daoust ha mat eo d'it debri boued lipous ? Klask a rez ar baourenteze parfet, n'eman ket war hent ar prejou mat. Red eo d'it chanj bûhez. »

« Da zonjal beva er baourenteze wirion, te a rank mont evel ar beorien, eus eun nor d'eben, o c'houenn gant humilite eun draïk bennak en hano Doue. Eur skudel a vezoganez ez torn, hag a vezog karget d'it dre ma 'z i. Neuze, Fransez, e vezi henvel ouz an Hini a za ganet e kraou Bethlehem, eur c'hraou paour ha yen, a vevas er baourenteze hed e vuhez, a voe staget e noaz, koulz lavaret, ouz ar groaz, hag a voe sebeliet a bez eun all. Ya, neuze e vezi paour e gwirionez. »

Araok mont da doull an nor da c'houenn an aluzen, evel ma ra pep paour, an den yaouank a bedas kals evit gouleñn nerz digant Doue. Gouzout a rae ertat en divije mez er penn kenta, hag e vije goapaet. Mont a reas elevato, gand e skudel, da c'houenn eur restad bennak, e toull dor tud hag a anaveze mat. Roet e voe d'ezan.

Echu e dro gantan, Fransez a azezas evit debri ar pez a oa er skudel. Met pa welas pegen dishenvel e oa ar meuziou roet d'ezan : soubenn ha saladen, riz hag eun askorn gand eun tamvik kig outan, bara louet gant bara fresh, an den yaouank a heugas e galon : « Moc'hach eo !!! », emezan.

Lavaret a reas : « Debri a rankan, evit Doue eo ! » ha goude beza ginet eur pennad, tebras an traou diazour a oa en e skudel. Ne chomas ket eur c'rinsenn war e lerc'h.

Neuze, abalamour ma oa bet trec'h d'ezan e-uman, trec'h d'e zonjer, eur peoc'h vrás a leugnas e galon. Lavaret a c'hellas diouz an abardaez, da veleg Sant Diaman : « N'ho pezet soursi ebet gant va bevans hiviziken, kavet em/eus eur c'beginer dreist hag a oar aoza ar boued en eun doare dispar. »

*
Tu pe du

An hini n'eo na tomun na yen
N'ez eo nemet eur skeud a zen.

SEB.

Kantik Jezus-Krist Roue

Var don . Bale Arzur (1)

DISKAN :

Enor ha gloar da Vab Doue !
N'hon do ken Mestr na ken Roue,
Nemet Jezus, 'pad hor buhe !

1

Galloud an den a zo bihan :
Teuzi a ra, teuzi buhan,
Egiz ar c'hoar, dirag an tan.

2

Galloud Jezus a jom ato,
Krenvoc'h eged ar gwez dero
Trec'h d'an avel a stourm outo.

3

Krenvoc'h eged ar garregeen,
Var ôd ar mor, difiniv e femm,
O c'hoarzin goap d'an tarziou gwenn.

4

Pelec'h emaint, an dud brudet
Enep Jezus en em zavet ?
— Gant an Ankou, int bet skubet 1

5

Pelec'h emaint, ar rouaned
O deus gret trouz, ebars ar bed ?
— Emaint pell-zo, 'bars ar vered !

6

Pelec'h emai ho c'furunen ?
Ne lugern mui, en dro d'ho fenn :
— Torret eo bet, 'vel eur blouzen !

7

Jezus hepken 'zo eur Roue
Ha na gollo e drôn mörse ;
Ni a zo sur a gement-se.

8

Laret en deus : « Roue me 'zo !
Roue bepred, me a vezò,
Ha den ebef n'am diskaro.

9

Me 'rene dêc'h; me 'reñ hirio ;
Varc'hoaz ive, me a reno,
Ha da viken, me a drec'ho ! »

Poblou ar bed, eus a bep gouenn.
Ruz pe velen ha du pe wenn,
A die senti ouz e lezenn.

10

Ar re zoujus 'vo digollet,
Ar re zireis 'vo kastizet :
Jezus-Roue 'zo lealded.

11

Jezus dreist-holl 'zo madelez :
Trec'h a ra, dre garantez;
Beva gantan 'zo levenez.

12

Trec'h i 'n eus gret, var koad ar Groaz;
Var an Oter, trec'h i 'ra c'hoaz :
Roue ken mat n'eus bet biskoaz !

13

Dindan e stur, an dud gwella,
Ar c'halonou ar zantela,
'Ve mall ganto en em voda.

14

Na laromp ket, 'vel ar Juseo :
« Na fell ket d'eomp dougen e yeo ! »
Trei kein d'ezan, na spontus eo !

15

Disken a rei, da fin ar bed,
Leun a c'halloud ha leun a sked,
Da varn an holl, 'giz ma vo red.

16


Neuze dreist-holl, hag 'vit ato,
Jezus-Roue a c'hounezo :
Tôlomp evez, pe ni 'lenvo ! ...

17

Karomp ervat Jezus-Doue ;
Karomp ervat Jezus-Roue,
Ha ni 'reno gantan, en Nee !

BÂSTIEN.

(1) 'Chelli beza kanet ive, var don *Emgann an Tregont* ba kalz a
doniou all, gant ma vo kemeret diou wech al linen diveza eus pob poz.





An eizvet devez a viz Here

Santez Berc'hed a Sued

INTANVEZ

eus an drivet urz — (1302-1373).

Stouomp dirag an Dreinded santel, leun a zoujans hag a izelder a galon, ha goullomp pardon eus hon fec'héjou. Goullomp digant an Tad diskoue d'imp, krouadurien dister pegen nebend a dra a c'hellomp drezomp hon uman.

Goullomp digant ar Spered Santel c'houez an tan ar garante en hon c'halonou.

Goullomp digant Hon Salver Jezus ma teufomp da vean henvel oantan. Evit-se netra welloch' eget trei hon sellou alies war ar mene Kalvar, warnan eur groaz, ha stag ouz ar groaz hon Dasprener. Ag'hane e tei d'hon ine eur vagadurez sasun ha founnus.

Santez Berc'hed, pe c'hoaz Brijitta, a blije d'ei sonjal alies e poaniou Jezus mab Doue. Ha setu perak e pignas ken uhel e skeul ar santelez pa oa pried, pa oa intavez ha pa oa leanez.

I

Santez Berc'hed a vevas evel eur zantez e stad a briedelez.

Tud ar bed n'o deus nemet eur sonj; n'o deus nemet eur c'hoant, kaout arc'hant ha plijadurio. En em stagant ouz 'an douar, lakaat o freder holl gant treou ar vuhe man, setu petra a ra an darmvian eus an dud. Sant Fransez a welas-ze ha evit distagan eun tamm an dud paour-ze diouz an douar brein, e lar hag e hadlar d'ar re a c'hoanta bean eus an drivet urz, e vo red d'è bean distag diouz an arc'hant, bean uvel, izel a galon, kastian o c'horf, bean sentus hag aketus da bedi. Bean eo an drivet urz evel eur Stern Sakr grët evit miret an dud a vev e kreiz ar bed diouz flémadmennou kontamnu ar bed.

Santez Berc'hed a ouie petra e oa an drivet urz, hag he fried, den poellek ha fur, hen gouïe ive. O daou e lakjont o hano war roll Trivet Urz Sant Fransez.

N'eo ket awalc'h rei an hano; Santez Berc'hed a vevas bepred evel ma tle bevan tud an drivet urz.

Dek vla bennak n'he devoa ken pa 'n em ziskouezas d'ei Jezus, gwad holl a gorf, gouliet dre-holl, kurunet a spen.

— « Met piou 'ta, emei, a zo bet kri awalc'h d'ho lakaat er stad ze ? »

— « Are re n'o deus evidon nemet dismegans hag a ra fae war ma c'harante divent. »

Diwar neuze Berc'hed a gustumas sonjal ha sonjal dale'hmat e poaniou Jezus, ne dec'he ket ar c'halvar diwar he spred, ha e save alies an daerou d'he daoulagad.

Da c'houezek vla, e timeas da Vulfon prins Verisi. Doue a vinigas o eured, o rei d'è eiz krouadur, pevar mab pa peder merc'h. Ar yugale-ze a vœ silet en o c'halon doujans Doue ha ne felle ket da Berc'hed e teufe pe eur gir pe eur skouer fall bennak d'a vastari o ine. Gant-se, e taole evez bras da zibab meylien fur. Eno e vezé heuilhet lezen Doue penn da benn. Ar beorien a gave e ti Berc'hed eun digemer eus ar gwellan, rak an daou bried a blije d'è ober aluzennou bras ha niverus o tiskoue dre eno pegen distag e oant diouz madou an douar.

Mont da bardonan d'ilaizou brudet hag ober evit ze beajou hir ha poanius sed a blije ive da Berc'hed. Goude bean dalc'het eur garg gwal enorus e lez rouanez ar Sned.

Berc'hed a yeas da bardonan da Zant Jakez kompostell gant he fried ha he bugale; en dizro, Vulfon he fried en en demnas en eur manati eus urz « Citeaux » gant asant Berc'hed. Eno e varvas, arok eur bla, evel eur Zant.

Hag evelse, goude bevan e kreiz ar bed, goude bean eur brinsez vras ha goude bean dimezet, Berc'het a ouias en em viret diouz an holl bechou stignet war he hent, ha diouz ar c'hoant direiz ha diouz ar plijaduriou difennet bara pemdeiek kalz a dud en de hirie, allas !

II

Santelez Berc'hed evel leanez.

Deut da vean intavez, Berc'hed a rannas he danve etre he bugale evit en em rei holl d'an Oberou a drugare. Dougen a re dilhad distar ha rust stardet en-dro d'ei gand eur gordenn leun a skoulmou; ne oa ket tener evit he c'horf; goude yun bep gwener diwar bara ha douar, e kastie c'hoaz he c'horf gant bep seurt pini-jennou.

Impli vad a reas gant he hanve, Sevel a reas manali Wastein ha lakaat war droad « Urz ar Salver ». Menec'h ha leanezed Santez Berc'hed n'ò deus ken mennoz nemet enori gouzanvidigez Hon Salver hag e vannim santez.

Tud ar bed a chome souezet o welet he labour ha c'hoant o dehê d'he goapaat.

— « N' eo ket abalamour d'ac'h, a eilgerie hi, em eus grët kement-man n'eo ket abalamour d'ac'h e paouezin.

Karante Berc'hed evit an Iliz Pried Jezus, a oa bras kenan.

Gwelet he devou gouliou an Iliz ha staget d'o farean, rak ranet e oa he c'halon o sellec' ouz an Iliz. Ar Pabed a oa d'ar c'houlez en Avignon ha en abeg da re e oa bep seurt dizurzioù en Iliz. Gat katel a Sienn ha Per Aragon e labouras kalz Berc'hed evit distro ar Pab da Rom.

Evit al labour ze he devê kalz azikour digant Doue. Jezus a ziskouezas d'eo alies an Iliz klany he c'halon ha klany he fenn hag a lare d'ei pegen poaniet e oa Hen o welet he Iliz er Stad-ze.

Ar gweledigeziou niverus ze a roe nerz d'ei da brezeg kalonek o laret d'an holl bec'herien distrein da vat ouz Doue.

Heskinet ha gwall gaset e vœ alies, nemet e c'houzanne gant pasianted hag habaskder o c'houzout e oa o seveni eur gefridi deut d'ei digant Doue.

Evit he frealzi, Sant Fransez en em ziskoueas d'ei diou wech, en Ripa hag en Asiz. En eil gwech e welas Berc'hed gouliou burzudus ar Zant.

Goudé bean bet o pardonan en Rom, he c'harante evit Jezus Krist a reas d'ei mont betek Jeruzalem, o tizrein eus an Douar-Santel e koueas kiany hag e varvas en Rom, an 23 a viz gouere 1373.

Pep hini ac'hanoomp en Sant Paol, a zo eur bejour; diavezidi ec'homp o kerzet dre eur vro ha n'eo ket hon hini, 'trezek hon gwir vro; tremenidi war an douar o klask digoueout en Nenv.

Peden. — Doue, hon Otto, dre ho Mab Jezus,h o pens desket da Verc'hed lenn kevriou ha sekrejou an nenv. Roet d'imp ni, dre ho Mab Jezus, ar c'hras dispar da danva eun de levenez dilavar a nenv, 'lerc'h ma vo splann, gloriou ha peurbadu pep tra.

Mennoz. — Prederian ha sonjal a rin allies war Boaniou Ma Salver evit kaout heug bras ha donjer eus ar pec'hed; kaout aon da bec'hia dalvezo d'na zont a benn eus ma holl en ebourien. (Sant Bonaventur).

Boked. — « Na glaskomp ket an douar, ankouaomp anean evit klask an nenv, gwir vro ar c'hristen. » E.R.



Bleuniou Sant Fransez

IX^e Pennad

Digorit doriou ho spered,
Lennit ervat, hag e welfet,
E berr-amzer, e pe doare,
E réas Sant Fransez, eun de,
Eun tammig skol da Vreur Leon,

A garie 'vel eur quir vignon;
Ha, sur, e chomfet sebez
A-grenn, displegan pa gleofet
Penôs Leon a responde,
Bep-tro, a-enep, diwidre.

Urz Sant Fransez a oa, en e zerou (1) kentan
Pa 'n em gavas ar sant, gant Leon a-unan,
Ebarz eur manati; hag int o daou nec'hét
Gand o zamm breviel rak n'o doa leor ebet,
Pa sonas, er c'hloc'hdi, kloc'h-galv ar Vijelez,

E laras d'e vignon, evel-hen, Sant Fransez :

« Ne glevit ket, ma mignon ker,
« Diouz breviel, sionaz n'eus ster (1);
« Penôs etia e refomp-ni
« Evit gallout breman pedi ?
« Hag hon dever eo, koulskoude,
« Kanan meuleudion Doue.

« Ez an da lavarout 'ta : O, paourkaz Breur Fransez
« Ar bec'h ens da bec'hejou, Doue ! pebez enkrez !
« Zo ken pouunner da zougen, ma vi, sur, kastizet
« Hag e-kreiz punz an ifern, da viken, milliget.

(1) Derou : commencement.

(I) Star ; trace.

Kelou eus ar Vreuriezou

Pont-Kroaz. — Ar Vreuriez-ma a zo bet savet e kerz ar mision bras roet er bloaz 1925.

An Tad Yvon en deus he bizitet e miz gouere diweza. N'en deus nemet meuleudi da rei d'ar re a zo enni.

Renet eus ar c'henita, ar Vreuriez ez a atô war gresk; ar vuhez kristen a zo gwelloc'h anavezet hag ar c'halonou a zo tommoc'h e kenver an Otrou Doue.

O kloza ar vizit, unan en deus kemeret gwiskaint Sant Fransez ha peder o deus grêt profesion.

**

Eskibien, 4 Gwngolo. — Breuriez Trede-Urz Eskibien a zo c'hoaz yacuankik; savet e oa bet e doug ar mision vrás roet brema 'z eus daou vloaz hanter.

Dre m'en em gave Pardon Santez Berc'hed, ar C'hoarez n'int bet bodet nemed eur wech hepken. Deut e oant holl da zelaou an Tad Bizitour.

Dispéglet ez eus bet dirazo an deveriou brasa gourc'hennet gand ar Reolenn ha goulennet ez eus bet diganto beza aketus dreis-toll da laveront bendeiz an ofis ba da zont da asamble ar miz.

Ar Vreuriez-ma a ro skouer vat d'ar barrizioniz hag a ya bepret war gresk.

24 maouez o deus graet profesion betek-hen ha 200 deus kemeret an deiz-se gwiskaint an Trede-Urz.

« C'houi, neuze, a lavaro, o, Leon, ma breur ker,
 « Bep eil pôz, pa respontfet, ha rik, ger evit ger :
 « Ya, gwir 'eo, e tellezit, evid ho pec'hejou,
 « Gouzanv, e-kreiz an ifern, ar grevusan poaniou. »
 Ha Breur Léon, sentus, evel eur goulm, didro,
 A lavaras dioustu : « Ouzoc'h, me a sento.
 « It d'ezzi, diniec'h mat,
 « Me ho asped, ma zad !
 « Komzit, en an' Doue,
 « Ha d'am zro-mie, neuze. »
 Ha Fransez, war an taol, ha kregi 'n e gudenn,
 D'he dibuni, d'e vreur, berr-ha-berr, evel-hen :
 « O, Breur Fransez, dre forz pleustri ar bed,
 « Sed da ine, ganit, ken kailharet,
 « Ma tellezez e-kreiz punz an ifern,
 « Mont da zevi, kig ha mel hag eskern. »
 Ha Leon, da Fransez, a lavaras, war ze,
 Kuit da droidellât, ar c'homzou-man neuze :
 « Doue an Nenv hag an douar,
 « Drezoc'h 'skuilk' grasou dispar,
 « Kement aine, dre-holl, er bed,
 « Ma vefet, eun de, kurunet,
 « Er Baradoz gand an aèle,
 « Setu aze, ar wirione. — »
 « O Leon ! ma breur ker, petra 'lavaret-hu ?
 « Ha penôs e chanjfech, d'ho teod, 'vel-se a du !
 « Bezit eta ar Vadelez :
 « Pa anzavin : O, Breur Fransez !
 « E-kenver Doue, da Aotrou,
 « Ec'h eus graet ken bras pec'hejou,
 « Mar deo dleet d'it, de-ha-noz,
 « Plegan da gein, d'e vil malloz. »
 « Da lavarout, neuze, ma breur ker, ne kuita :
 « N'ez eus 'met an ifern, 'vidoc'h, na petra 'ta ! »
 Breur Leon, gant douster,, a respontas, timat :
 « Mar deo ho polante, senti e rin, ma zad. » —
 E zaoulagad beuzet en eur mor a zaerou,
 Hag e spered rec'het (1) gant ken gwaz trubuilhou,
 Fransez a hirvoude, ha war boull e galon,
 E skoe, didruez, da nec'hi e vignon.
 Hag e savas e vouez, ya, ken a dregerne
 An dasson anezi, dre-holl, pell ac'hane :
 « Krouer an Nenv hag an douar,
 « O, ma Doue, pebez glac'har !
 « Pa sellan, spiz, ouz ma ine
 « Ken mastaret ganin hemde,
 « Ha c'honez en daonet 'zo ganti,
 « Ha petra 'e'hailfen-me gortoz,
 « Ha n'eo ket, siouaz, ho malloz. » —

(1) Rec'hi : être mal à l'aise.

Breur Leon, nec'het kaer, dirak komzou ar sant,
 A respontas, kerkent, da Fransez, divorgant (2)
 « O, ma breur ker, Fransez,
 « Bezit 'ta diemkrez ;
 « Doue ho pardono,
 « Doue ho pennigo,
 « Dreist ar sent, an aèle
 « 'N e Varadoz, eun de. » —
 Ar sant, ken nec'het all, o klevout e vignon
 O komz evel ma râ, en devoa poan-galon ;
 Hag e laras d'ezan : « O, Leon, ma breur ker,
 « N'ez eus ket da dec'hout, red 'vo d'ech, gér 'vit gér,
 « Rak d'ec'h eo da senti, adlarout ma c'homzou :
 « Eun urz a roan d'ec'h, en ano an Aotrou.
 « Ha pa larin : Ne n'out, Fransez
 « Nemet eur sac'had fallentez !
 « Berniet ec'h eus, war da ine
 « Enep d'eun tad, leun a drue,
 « Kement, kement a pec'hejou,
 « Ma 'chom manet an holl diaoulou.
 « Doue, gwir frealz ar galon,
 « Na roio ket d'it ar pardon.
 « Nann ! Nann ! kaer ez pezo c'hoari,
 « Biken n'alli dont da gredi,
 « E tellefes bezan, eun de,
 « Degemeret mat, gant Doue.
 « Ha c'houi, ma breur Léon, ma danvadezig kaez,
 « A lavaro kerkent, mar plij, gant levenez :
 « O, nann, sur mat,
 « Frausez, ma zad,
 « Mil birviken, Salver Doue !
 « Ne gaofet, war hoc'h hent, true. » —
 Ha Breur Leon, war ze, a respontas, dioustu :
 E deod, e gwirione, 'oa lemm diouz an daou du :
 « An hini 'eo e galon, mammenn an holl drue,
 « Ha n'ez eus ket eur pec'hed, pardoni ma c'halife,
 « En ho kenver, pa laran, 'vezo trugarezus ;
 « E-kreiz tommader e c'brasou, e veofet, evurus ». —
 Strafuilhet holl, Fransez, o klevout e vignon.
 Hag eun tamm droug ennan, e laras da Leon :
 « Penôs e c'hallet c'houi, kaout an hardizegez,
 « Da zisprizout lezenn ar gwir sentidigez ? » —
 — « N'am damallit re
 « Ma zad, en an 'Doue. »
 A lavaras Leon
 Gant doujans a galon.
 « Doue, a zo lemm e lagad
 « Hag a wel sklêr, brao hag ervaï,
 « Bras ha bihan, ar mennoziou
 « A ziwan en holl sperejou.

(2) Humblement.

Ho komzou, herve ho kér, 'felle d'in lavarout
Ha war ma c'htentel desket, Hen 'deus graet d'in C'hwtitout.
Doue, a ren peb tra, en Neny, war an douar,
Gase ma zeod en-dro, en desped d'in, c'houi 'oar." —
— Da-vihanian, Breur Leon, eme Fransez, nec'het,
Er wech-man, e lavarafet, 'vel ma pezo klevet." —
— "En an Doue, 'me Breur Leon,
Komzit, neuze, komzit gwirion;
Hag e laran d'ec'h ber-ha-berr,
E respontin gér evit gér." —
Ar paourkaez Sant Fransez, eur gridienn warnan,
A'dkrogas 'n e gudenn, da larout, 'n eur ouelan :
— O, Breur Fransez, o, den fall !
— Falloc'h n' ez eus ket eun all ;
— Hag e kredez, e c'halife,
— Doue, kaout ouzit true ?
— O, ya, eme Breur Leon, Doue, eus lein an Nenvou,
D'ho frealzi, 'pad ho puhe, a skuilho eur bern grasou.
Hag evel m'en deus lavarat, Jezus en e Aviel :
An himi 'n eim izelao, a vezø savet uhel.
Eun de, e vefet kanmeulet hag a lore kurunet.
Dirak ar sent hag an ale, 'vit biken, gand an Drinded.
Setu aze, d'ec'h, ma hetou : komz ahendall n'allsen ket
Pa 'z eo gwir, e vez gant Doue, ma zeod, 'n'em genou, renet).
Er c'hrogad se, dispar, a wir izelevez *(1).
Sant Fransez ha Leon, 'dremenos a novoz.
Ha ma kouezas daerou, diwar o daoulagad
E verve, 'n o ine, grasou Doue an Tad.
Pelec'h e gwirione, kavout kaeroch' pedenn
Da b'ijout d'Hon Salver, d'hen frealzi ? Amen.

(1) Humilité.



« POUZA RAN C'HOAZ VAR AR PEZ AM EUS LAVARET DIJA, EVIT REI SKOAZEL DA DREDE URZ SANT FRANSEZ : RED EO POANIA KALZ D'E ASTEN HA D'E STARTAT. » (Leon XIII. *Humanum genus*, 1884).

LAVARET EN DEUS ALIES : « DRE DREDE URZ SANT FRANSÉZ, E FELL
D'IN REIZA UN DUD, LAKAT, EN O ZOUEZ, AL LEALDET, AU PEUC'H HAG
AR GARANTEZ. »



*Kenvreudeur an Trede-Urz a dle ober brezel
d'ar vesventi milliget*

An alkool, odivi, a vez tennet eus ar gwin, chistr, frouez, betrabez, avalou-douar, hag eus pep seurt traou.

An traou a zo endro d'emp a zo meur a zanvez oc'h ober anezo, met ker brao kemmesket, touechet, ma n'o deus doare d'ober nemet unan.

Breman ez eus kalz mekanikou da zispartia al lodennou an
eil diouz eben. Gwelit al lez : n'eus nemet eun dra da welet, pa
vez taolet en diennerez; pa deu er mèz, ez eus daou : an dienn
d'ober amann, hag al lez glaz.

Evelse ive, pa dommer en alambik ar gwin, chistr ha traou all, e teu anezo eun aezenn a vez dastumet en eur gorzenn. Ar gorzenn-ze, tro ganti, a vez laket en eur podad dour yen, hag eno an aezenn a deu da veza henvel ouz dour ha da goeza a veradou er penn izela eus ar gorzenn. An dour-ze eo an alkool : n'en deus liou ebet, met c'houez kreny a zo gantan, ba devi a ra pa dos-taer outan eun alumetezenn. — Da zevi e vije mat, ha bremen eus ez eus kalz mekanikou e vez laket da vont en dro gand alkool. Lampou a zo ive a vez devet enno alkool e lec'h eol ha petroil.

Penaos eo deuet an dud da vez diskiant awalc'h evit eva alkool ? Rak eun ampezcoun eo. Pa vez roet eun nebeut alkool da eva da loened bihan, ne vezont ket pell evit mervel. Pa vez taolet alkool e gwaziad eun aneval, pa vez roet d'ezan alkool da eva, alkool pur, eo awalc'h an daou c'hangtved eus e bouez evit e laza en eun dervez; ma vez roet muioe'h, ar maro a deuio huanc'hoc'h, skler eo.

Meur a seurt alkool a zo, N'int ket holl ken danjersus an eil
hag egile; met holl int ampoezoun.

An alkool sempla, tennet eus ar gwin, ma vez evet pur, a zo gonest da laza eun den a gemerfe eun hanter littrad, anezan dioc'h tu. An alkool krenva, evet pur a c'helpa laza pemp den a gemerfe eul littrad etrezo o femp.

N'eus netra en alkool da rei nerz, magadurez d'ar c'horf.

An dud desket, goonde dispartia an traou a zo oc'h ober danvez ar boued, ar frouce, an evachou, o deus klasket anaout o vertuz, hag evit-se n'o deus bet ken d'ober nemet o rei da zebri pe da eva da aneveled a veze, da c'houde sellet en o stomog; o bouzellou hag o empenn.

Hag o deus kavet evelse tri seurt traou : da genta, traou mat da vaga ar c'horf pe d'e barea, d'ober kig ha gwad yac'h; d'an eil, traou ne reont na vad na droug; d'an trede, traou d'ober droug d'ar c'horf. Ar re-man, pa z'int gouest da rei ar maro, a vez hanvet ampoezoun.

Mat, e pelec'h eman plas en alkool ? Holl, en eur vouez, an dud desket a lak an alkool etouez an traou a zo ampoezoun.

An alkool a zo eun ampoezoun. Pa vez evet pur, e ro taol ar maro, ma kemerer kalz. Pa vez kemmesket gant traou all evel ma z'eo er gwin, er chistr, e vez torret e nerz, mouget an tan a zo ennan; elevato arabat eo eua re a win, a jistr. An hini a gemerfe bemdez eul litrad gwin pe zaou litrad chistr a zo e riskl d'en en zevi, ka pep-hini a c'hell gwelet eo gwir kement-man N'en deus nemet sellet endro d'ezan hag e welo peger ruz e feu da veza fri ar re en em ro d'ar gwin ha d'ar chistr. Er gwin hag er chistr ez eus alkool ; en eul litrad gwin ez eus talvoudegez our verennad vrás a alkool pur.

An odivi evet en tiez hag en ostaleriou a zo eur tammig torret e nerz gand an dour laket ennan, rak, gand eul litrad alkool pur e vez gret peurlies daou litrad hanter a odivi da eva. Met evelse eo c'hoaz kreny meurbet, devi a ra ar c'henou, ar stomog, ar gwaziad, an avu, ar skevet, an nervennou.

Ar re a zo boazet da eva odivi, ar re a gemer bemdez meur a vanne, ha goude ne vent ket mezo, a deu holl d'en em zevi; c'houez fall a zo gand o alan rak o gouzoug, o stomog, a zo poazet gant tan an odivi.

Eun daolem, a vez laket breman dirak daoulagad ar vugale er skolion, a ziskouez eus eun tu skianchou eun den yac'h hag eus eun tu all skianchou eun den devet gand an odivi. Skianchou ar c'henta a zo biao, flour; re an eil a zo koenvet, avechou dic'het, kriinet.

En eur ger, petra a vez gounvezet oc'h eva odivi ? Ne vez gounvezet netra, na nerz na yec'hed. N'eus nemet koll, koll yec'hed, ko'l furnez, koll arc'hant.

Rak-se, petra zo d'ober ? Dilezel da vat an ampoezoun-ze, chom hep mors e kemeret banne ebet.

Ret eo parea hor bro eus eur c'hiz fall he deus bete-vreman grët kalz re a zroug hag ar beurgollo an dud, ma ne vez ket harpet outi.

Ar c'hiz a zo da eva. Pa vez tomm an amzer, pa vez yen, p'en em gaver an eil gand egile, p'en em gwitaer, pa vez gret eur mare'had bennak, ato hag e pep lec'h eman ar c'hiz da eva.

Ret eo ober ar c'hiz, a vez lavaret, ret eo mont da heulia ar re all.

Aman eman an dalc'h, hag aman eo e pedan hag ec'h aspedan kenyreudeur an Trede Urz da daoler evez.

Pa vez mat ar c'hiz, heuliomp ar c'hiz. Pa vez fall, harpomp outi.

Petra c'hellit ober evit terri eur c'hiz fall ? Selaouit. N'ho pens nemet lavaret ato hag e pep lec'h, n'eus forz piou ho pedo, n'ho pens nemet lavaret evelhen : « Me ne gemeran mors e banne odivi ebet, ne gavan ket mat. »

Ma klasker elevato ho lakat da eva, c'houi a lavaro : « Roet am eus va gér ha denc'hel a rin d'am gér. » Goudeze e vezot lezet e peoch, hag allies, ar re all, abalamour d'eoc'h, ne gementint ket ive, pe a gemero nebeutoc'h. Pa ouezo an holl na gementint ket a odivi, ne vezet ket kinniget d'eoc'h ; pa z'eot en eun ti bennak, na vezet ket gwerenn ebet var an daol, ha dre ho skouer hag ho nerz-kalon e teskot d'ar re all n'eus ket ezomm da eva hep sec'hed, e c'heller chom beo ha yac'h hep beza ato o trinka hag o lipat eur werenn bennak.

Ne lavaran ket ho pezo pareet ar vro a-bez, rak re vras eo an droug, re a c'hriouz en deus gret a c'hlenned. Met endro d'eoc'h ho pezo gret kalz vad, meur a hini a vezet diarbennet ganeoc'h diouz hent mezus ar vesventi, ha ma kaver kalz henvel ouzoc'h, a nebendou e tenio gwellaenn er vro.

J.U.

Sonjitz ervat

Ar eisvet eurusted eus an Aviel.

I. — Sonjitz ervat, e komzou nerzus hor Zalver : « Eurus ar re a c'houzany poan evit ar justis, rag Doue a roi d'ezo e varadoz. » — An den divlam en em gav eurus e kreiz ar poaniou, rag gouzout a ra eo ar poaniou eo a gresk ar zantelez.

C'hwi a vel eo laosk o santelez: n'eo ket souez, rag c'hwi a zo ken kisidig ouz ar boan, c'hwi a glem evit an disterra tra !

II. — Sonjitz ervat : hor Zalver a lavar e roi an eurusted, da genta : d'ar re a c'houzany poan abalamour d'ar vad a reont, ha d'an eil : d'ar re a c'houzany poan abalamour d'an droug na feil ket d'ezo ober. An dud-se a vale evelse war roudou ar verzerien ha war roudou hor Zalver e-uman. Eurus int an dud se, rak diskwez a reont da Zoue eur gwir garantez, ha Doue d'e dro a skuil warno e wella benmoziou. Ma kredit ar wirionez-se, evet ma tleit hen ober, n'eo ket eun tamig poan, pe eun tamig diesamant hemmag eo a lakei ac'hanc'h da chenih buez. Daoust ha n'eo ket gweiloc'h gouzany eur boan hag a dremen ker buan, eget koll eun eurusted hag a bado da vien.

III. — Sonjitz ervat : ar baradoz a vezet roet d'an dud a c'houzany poan war an douar-ma, dre garantez evit Doue. An dud-se gounit a reont ar baradoz dre ar vad a reont, hag ive dre ar boan a c'houzavout : hor Zalver e-uman eo hen desk d'eomp. Guirionez ebet skleroc'h. Petra zo kaeroch evit an den, hag a zo ato war c'bed eus ar maro, eget gouzout ema war hent ar baradoz. Grit eta ar pez a lavar d'eoc'h hor Zalver, ha bezit disoursi goude, rag hor Zalver a ro ato ar pez hen deus lavaret rei

hent kamm digam great evito : pepini en deus e c'houlaouen ha lavaret a vefe eur c'hood a sklerijen o vale, eur c'hood leun a ganaouennou iveau rak an oll dud-se a bourchas o mouez da gana ar « *Gredo* » en eur gana an « *Ave Maria !* »

Petra zo kaerroc'h eget prosesion ar Zakramant great var an deiz pa deu Jezuz, douget alies gant eur prinz eus an Iliz, da roe vennoz hag azechou ar pare d'ar glanvourien ?

Petra zo kaerroc'h eget ar bolla dud bodet dirak ar pisinou epad ma souber-er re-man ar glanvourien dre gantchou ? Peden ar chapeled a zav heb ehan varzu an nenv ha diouz an nenv e tisken grasou evit an eneou hag azechou pareansou evit ar c'horfou.

Petra zo kaerroc'h eget al leac'h a zo kreizen ha kalon ar pec'herinaj ? ar c'heo en em ziskouezas Mari ennan, an oferennou a vez kinniget ennan, ar c'homunionou a vez roet ennan, ar chapeledou a vez lavaret ennan, komz Doue a gennzer ar c'halonou, an dud en em yunt evit mot da bokat d'ar roc'h sakr, ar goulou a daol e sklerien, ar brameillou a jom evel an testou mat eus ar miraklou dleet da Vadelez Mari ?...

Petra zo kaerroc'h iveau en eun doare eget « *Buro* » ar wedisined e leac'h ma teu skiant an den d'ober eun akt a feiz en eur ziskleria e c'hoarvez e Lourd traou hag a zo dreist oll lezennou an natur, da c'hortoz ma vezo embannet ar miraklou gant an Iliz !....

Bez 'ez eus eun daolen all hag a lakfe ac'hanomp da dridal ma c'hellfemp he guellet gant daoulagad hor c'horf : ar guel eus an oll eneou pareet er c'hadoriou-kovez a zo ken stank var zouar beniget ar Ver'hez !.... Aman dreist-oll eo e teu Mari da ziskouez ez eo, n'eo ket hepken *Mamm da Zoue*, mes hor *Mamm* d'eomp-ni iveau. Bez 'ez eus var dekvet tao'en ar Rozera, — var an hini a ziskouez Jezus-Krist o verval var ar Groaz — eun dra hag a denera hor c'halon ; an abostol Sant Yann o paouez beza roet da vab d'ar Ver'hez glorius Vari a zo tostroat outi, a gemer he dorn hag a bok d'ezan.... Ha Mari d'an heur ma varv he mab divin, a zigemer an testeni-ze a garantez a berz he mab all : deuet ea, e guirionez, da veza *Mamm d'an dud*. Fellout a ra d'ezzi abaoue roi d'ezo ar yec'hed : azechou yec'hed ar c'horfou, aliesoc'h yec'hed an eneou.

Ne fell ket d'eomp echui ar gentel-man divarben ar devosion da Vari e Lourd hep beza saludet he fried glan Sant Jozef. Diveas an aoteriou a zoug e hano en teir iliz, hen eo a zigemer ar bec'herined a zigouez dre ru ar Grott : E skeuden kinniget gant eskopti Leon a zo var dreijou an douar beniget. Evesle mont a reomp e Lourd da Vari dre Jozef ha da Jezus dre Vari.

SKOUER

Pareanz Ameli Chagnon

Ameli Chagnon a zo ganet d'ar 7 a viz guengolo 1874. Fiziet eo bet abred gant he mam, devot kenan, e leanezed ar Furnez eus Monmorilhon (Vienne). N'he deus dalc'het eus he bugaleach nemet eur zonj : he c'harantez birvidik evit an Intron Varia roet d'ezzi gant he mamm o verval pa n'he doa c'hoaz nemet dek vloaz.



LOURD, katekiz beo

NAVET DEVEZ

Lourd ha devosion an Intron Varia

Devosion ar Ver'hez gloriou Vari a dle beza devosion pep kristen. Kement-se a zo eas da gomprent. Penn ha kreizen ar relijiun gris-en eo hor Zaiver Jezuz-Xrist ; hogen Jezuz a zo bet roet d'eomp dre Vari ; Mab Doue a zo en em c'heat den dre Vari ; Mab Doue dre Vari a zo eus lignez Adam hag Eva.

Guelet a reomp aman perak a teu an Iliz da henori ar Ver'hez. A dra-zur, Mari n'he deus ket roet e zivinile da Jezuz rak Mab Doue a zo Doue a beb eternite : Mari n'he deus roet da Jezuz nemet e natur den ; mes e Jezuz n'eus nemet eur personach hepken hag ar personach-se, o vez a eil bersonach an Dreinded sakr, a zo Doue. Lavaret a cheller ha lavaret a deer eta : « Mari a zo Mamm da Jezus-Krist, hogen Jezus-Krist a zo Doue, Mari a zo eta Mamm da Zoue,

Mari, guir eo, evel krouadurez, a jom pell diouz an divinité, mes dre ma z'eo Mam da Zoue, Mari a zo savet dreist an oll grouadurien all. Meritous ha reseo a ra eta digant an dud fidet eun honor dispar : ne lavaran ket honor an *adorasion*, honor ha n'eo dileet nemet da Zoue, mes eun honor hag a zo pell en tu all d'an honor a roomp d'an elez hag d'ar zent.

An devosion dileet da Vari a zo, en devez herio, kaerroc'h e Lourd eget e neb leac'h all eus ar bed.

Evesle, pelra zo kaerroc'h eget an ilizou, ar plasennou, ar baliou a zo e douar beniget ar Ver'hez e Lourd ? Nag a labour eus bet gant an traou-ze ! Ar Ver'hez gloriou Vari en em ziskouez an eul leac'h gouez, en eur c'heo dies da dizou, ehrs rec'hier sounn hag a c'houlen ma vezo savet eno eur chapel ; hag hep dale ar Gay a zo troet diwar e hent, an hentehou rust a zo kompezez, eun iliz-veur a zav var beg ar roch' : en eur ger, el leac'h né c'hell pignat daou pe dri den heb en em ziskour, daou ugant mil pec'herin e c'hell herio kemeret perz er memes prosession.

Petra zo kaerroc'h c'hoaz eget an oll-dud-se diredet diouz pevar c'horn ar bed, galvet gam Mari ?.... Petra zo kaerroc'h eget ar « *Gredo* » kanet en noz gant milherou a bec'herined hag a gomz yezou dishenvel hag a gan oll goulskouide yez ar gristenien hag a embann ez eo Mab Doue en em c'heat den « *ex Maria Virgine* » dre ar Ver'hez Vari.

Petra zo kaerroc'h eget ar prosesion a vez great araok kana ar *Gredo* !.... Ar Ver'hez, gloriou Vari he doa goulennet e vije great prosesionou el leac'h-se : Oh ! na sevenet mat eo bet he mennoz gant an dud !.... Sellit ouz an dek mil, ar pemzek mil kristen o vont a dreus ar menez hag a dreus ar Blenen dre an

— « Karet a reen Mari, emezi, dre natur. N'am ije ket gallet chom heb he c'haret. »

He yec'hed a oa toc'hor awale'h epad he bugaleach. Alies e oue red louzaoui he c'hroc'hen, he gouzoug hag he daoulagad. Er bloavez 1877 p'he doa trizek vloaz, he zroad a zo taget gant ar c'hlenned a hanver e galleg « osteite bacillaire ». He zroad, ruz ha koenvet, a ra poan betek mirouti da vale tri bloaz goudé. Da viz here 1890, ar glanvourez a zo digemeret e hospital Poitiers. En, kaer o deus ar vedisined ober; ar c'hlenned ne ra nemet kreski ; dont a ra goriou en be zroad hag ar goriou-ze ne chanont da deuler lin brein. Hep dale ar c'hlin a zo taget d'e dro gant ar goriou. Ar poaniou, en despet d'an oll louzeier, a deu da veza skrijus. An eskerri krignt ha laket en noaz a janch plas hag a zar a dreus ar gouliou. Ne jom esperanz ebet mui da barea.

Ameli he deus seitez vloaz. Tri miz 'zo n'eo ket bet savet eus he quele. Mont a ra var wasa. Gouzany a ra he oll foaniou evel eur gristenet vat hag he zoñj a njij bepred da Lourd. Kredi 'ra d'ez start e vezo pareet gant Mamm Doue ha setu bi digemeret erfin etouez ar glanvouren kaset da Lourd er blavez 1891.

D'an 20 a viz eost an troad klany a zo lianet eur vech c'hoaz, ar c'hlin a zo miret outan da finval hag ar paourkaez plac'h yaouank, astennet var eur c'hole'hed, na baouez da lava-rouez vat hag he fizianz e Intron Varia Lourd.... — « Ne zizonjitet ket va boutou lez nevez. » emezi en eur guität ar ger.

D'an 21 a viz eost 1891, vandro teir heur goude kreiz-deiz, ar plac'h yaouank a zo kaset d'ar pisin goude beza bet er Grott. Al lienaj treuzet gant al lin diredet diouz ar gouli a zo lammet kuit. Ar glanvourez a zo astennet en eul linser ha soubet en dour burzodus. Kerkent he foan a zo krisoc'h, ken kriñ ma koll he zantiman. Tennen et meaz diouz an dour, Ameli a deu adarre enni he-unan bag a lavar : « N'oum ket pare, lakin ac'hanoen en dour en dro, mar plij. » Senti a reer outi. Neuze ar poaniou a gresk c'hoaz, ar c'hlin a zrask hag, en eun taol, ar boan a gouez hag ar plac'h yaouank o santout ar yec'hed oc'h en em zila enni a lavar ar vechman : « Pare oum ! » hag a zell leun a levinez hag a anaoudegez vat ouz skeuden ar Verc'hez a zo dirazi.

E buro ar vedisined ar re-man a vel ez eo bet raparet pep tra en eun taol, an troad hag ar c'hlin. E leac'h ar gouli ez eus, eur groc'hennen nevez, eur gleizen roz, skler ha fresk. Ne jom poan ebet mui e nep leac'h; ar c'hlin hag a fivug egiz ma kar n'eo mui na koenvet na sounnet. Ameli en em daol d'an daoulin, a zav, a gerz hep neac'hant ebet, lakaet ganti he boutou ler nevez.

Ameli Chagnon n'eo ket bet klanv abaque. E fin miz du 1891 ez eo bet digemeret e kouent leanezed ar Galon-Zakr e Poitiers e leac'h ma reas e veuiou ar bloavez varlere'h. Falvezet eo bet ganti en em westla da Vari evit trugarek'at anezi eus ar c'hras kaer he doa bet diganti.



Perak emoun en Trede-Urz ?

Al-labourer-douar a zastum e eost, ar c'hereour a werz e votouer, ar medisin a ya war-dro e glanvourien. Holl e klaskont gouint arc'hant. Pep-him en deus e vicher. Me a ra evelto, me a fell d'in gouint.... ar baradoz.

Emoun en Trede-Urz, dre m'en deus grêt ar Vreuriez-se mil ha mil vad aboue 700 vloaz.

Lakaet en deus ar gristenien da heuilh ervaç gourc'hmennoù an Otrou Doue ha re an Iliz. Lakaet en deus ar peoc'h etre tud ar menez bro. Lakaet en deus ar gristenien da viret lezenn ar bim-jenn gourc'hmennoù kel lies gant hor Zalver.

Lakaet en deus an dud da zisprizan plijaduriou milliget ar bed. « An Trede-Urz en deus grêt kals muioc'h evit lakaat an-urz hag ar peoc'h etre ar gristenien eget ar Rouane dre o holl armeou hag o holl soudardet. » (Gomin).

Emoun en Trede-Urz dre m'en deus grêt e-leiz a Zent bag a Zentezed eus a bep bro, eus a bep stad, eus a bep oad. Ouspenn kant a zo diouzo breman war an ôteriou.

Emoun en Trede-Urz dre ma 'zo eo bet meulet gant hor Zalver Jezus-Krist e-uman. Hervez an dud disket, an tri hez aour burzodus kinniget gant Sant Fransez d'hor Zalver, an teir Iliz adsavet gan-tan, a verke an tri Urz eo Tad d'ezo.

Emoun en Trede-Urz dre m'eo bet meulet e reolenn gant an holl Dadou Santel ar Pabed, aboue Sant Fransez.

Breuriez ebet savet evit ar gristenien, a zo o vevan kreiz ar bed, n'he deus klevet meuleudiou ken niverus.

An Tad Santel ar Pab Gregor IX en doa anavezet mad Sant Fransez a lavare : « Milliget, emean, an hini a ra brezel d'an Trede-Urz. »

Beneat XIII a skrive : « An Trede-Urz a zo bet hag a zo c'hoaz eun Urz santel, a zoug an dud d'ar zantelez. Bez 'z eo eun Urz gwirion, ennan kristenie a bevar c'horn a bed, Urz en deus eur reolenn kavet mad gant an Iliz. »

Ha setu bremañ komzou Pabed eus hon amzer : « Me a gred, eme Leon XIII, a zo en Trede Urz ar pez a zo ret evit savetei ar gristenien en amzer-mañ. » (18 kerzu 1884).

« Pedi start a ran ar gristenien da rei o hano d'ar Vreuriez-se. » (17 Gwengolo 1882).

« N'eus netra gwelloc'h, eme ar memes Pab, eget sevel Breuriezou an Trede-Urz etouez ar boblou kristen ». (28 here 1882).

« Gwejall ar Trede-Urz en deus kresket ar furnez hag ar garantez etouez an dud, perak ne rafe ket kement all bremañ ? » (25 Du 1898).

Ar Pab Pi X a lavare d'e dro : « Savit dre oll breuriezou an Trede-Urz. »

Beneat XV a skrive, en eul lizer kaer diwarbenn ar zeizvet kantved ma voe savet an Trede-Urz : « Me a garfe gwelet e pep kér, e pep parrez hag e pep korn a parreziou, eur strollad Tersiéred, nann Tersiéred dre an hano, met tud beo, nerzas, ampart da labourat evit o zilvidigez ha zilvidigez o nesa. »

« Perak, eme ar memes Pab, an holl gristenien fur, pôtred ha mere'hed yaouank, micherourien bodet e breuriezou kristen, na rofent ket o hanoui d'an Trede-Urz. »

Hag evit achiui, setu eur ger hepken lavaret gant Pi XI, en deus skrivel eul lizer-meur diwar-benn ar 700^e bloavez goude maro Sant Fransez : « Roit da anaout, d'ar re n'emaïnt ket c'hoaz en Trede-Urz, e rafent mat rei o hanviou er bloaz-mañ zoken. » (Pi XI, 1925).

Emoun c'hoaz en Trede-Urz dre ma c'hellan hep dilezel na ma zi na ma c'herent heuilh eur reolenn a gas war-eun d'ar baradoz. «Nep a vev hervez eur reolenn a vev hervez Doue.» (S. Augustin).

Dre an Trede-Urz me a zo diwallat da vont hirio en tu-mañ, warc'hoaz en tu-hont. Diesoc'h ez eo d'in kouez, dre ma 'z ou harpet war eur reolenn.

Me a adsav buhanoc'h; ar pedennou, ar zakramanchou a denn al louzou fall a ziouan em e'halon.

Pa 'z ou ar muiñan trubuilhet, pebez fizianz ! Na choman ket hep skoazel, hep ali, hep sklerijen, rak bean 'm eus er baradoz kant ha kant milierou a Vreudeur hag a C'hoarez hag a bed evidon.

Nag a c'hrasou e peb amzer ! Komzou mat, skoueriou santel, induljansou talvoudous. Na vin ket nec'hét pa zenio ar maro : ma buhe tremenet o servicha Doue; pedennou holl vulgale Sant Fransez em heuillo dirak Doue. An induljansou gounezet ganto a verrao ma finijenn er purkator.

Hag er baradoz, me a zo en gortoz da gaout eun digoll kaeroc'h.

Ya, me a zo eurus da vezan en Trede-Urz; ma na vijen ket ennan, me a gredje na vijen ket doujus awalc'h d'an Iliz goude kement a veuleudiou roet gand ar Pabed d'ar reolenn zantel-se.

« Pa deuer da vezan bugel da Sant Fransez, e teuer da vezan kristen mat; grët eo ar zilvidigez. » Leon XIII.

F.

*

Misionou

PEDIT katonek evit ar misionou graet gant hon Tadou, ma tougint frouez pùlh evit gloar an Aotrou Doue ha zilvidigez an eneou;

e Plounevezel (Eskopti Kemper) eus an 22 a viz gwengolo d'an 9 a viz here, gand an Tadou Tugdual, Fuljans hag Ivon.

e Bourc'h-Kintin (Eskopti Saint-Brieg) eus an 13 d'an 30 a viz here, gand an Tadou Alberik ha Loeiz-Mari.

Kenvreudeur an Trede-Urz, evit kement-se, livirit, mar plij, Ave Maria, hag ar bedennig : « Hon Tad Sant Fransez, pedit evito. »

Buhez burzuduz eun douger-sammou MAZE TALBOT

Meur a hini eus hol lennerien o deus goulenet mar vefe daslust met en eul levrig brao ar pennadou skrivet e Kéntelou Sant Fransez diwar-benn buhez burzudus MAZE TALBOT.

MAZE TALBOT ! Eul lampon hag a zeu da vezan eun douger-sammou, eur mezvior eus ar gwasa hag a zistro da vat ouz Doue, d'e bemp bloaz war-nugent.

MAZE TALBOT ! Eur paonrkæz micherour, eun den a c'hounidigez dister hag a zeu da ren eur vuhez eus ar zantela.

Gwella skol d'ar vicherourien ha d'al labourerie-douar ! Kaera skouer d'an dud yaouank ! En Iwerzon (Irlande) e yro, an holl dud a fell dezo anaou e vuhez ; en eur ober 6 mis, 120.000 levrig a zo bet gwezel.

E Bro-C'hall ar vuhez-se 'zo ive-anavezet ha lennet gant milieu rou ha milierou a dud.

Ni a fell d'eomp hep marc'hata moula en hon yez eur vuhez ken estiamus ha rei da anaout d'ar Vretoneg ar c'henfeliou talyoudus a gaver enni.

RA VEZO EMBANNET HA BRUDET E PEP PARREZ BUHEZ MAZE TALBOT ! *

RA VEZO LENNET E PEP FAMILH HAG E PEP TI !
EUN DRA VAT E VEFE REI AL LEVRIK-SE DA VUGALE AR SKOLIOU,
DA VUGALE AR C'HATEKIZ, D'AR BARRIZIONIZ GOUDE EUR RETRET PE
EUR MISSION BENNAG.

Evit n'en do den ebet digarez da chom heb e lenn, ni a zo eurus da rei pep levrig evit dek gwenneg hepken, ar mizou-kas ouspenn	0 fr. 70
1 levrig	dre ar Post
10 —	—
25 —	—
50 —	—
100 —	colis postal, 3 kg
150 —	5
300 —	10

Skriva d'an Tad THEODOR ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT.
Chèques Postaux de Nantes, — C.c. 46.28.

*

EUR C'HANTIK KAER NEVEZ !

An Eured Kristen

Meur a wech hon eus klevet klemmou, abalamour ne veze kavet kantik ebet da gana, war Zakramant ar Briedelez, da genver an eurejou. Setu perak hon eus graet moula ar c'hantik kaer a zo bet gwelet dija war Kéntelou Sant Fransez, miñ Eost.

Ne vezou ket dies lakaat tud an eured da gemer ar c'hantik-se. Gouleunit eta kantik An Eured Kristen :

P. Théodore Roussel, 28, Avenue de la Marne, Lorient.

Priz : 22 real ar c'hang, dre ar Post.



HON TAD SANT FRANSEZ
pedit eividomp !

Cum permissu Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moullerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachen Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta — Miz Du 1927 — Niverenn 11



Ra vez meulet Jezuz Krist !

Beprel.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

An Die Profundis	193
Buhez Sant Fransez a Asiz	194
Brezel d'ar vesventi milligat	197
Gonelioù ar Visionerien	199
Ar plach eurus Delfina	200
Kelou eus ar Vreuriezou	202
Bleunioù Sant Fransez	203
Sonjitet evrat	205
Lizer hon Tad Santel et Pab Pi IX	206
Misionou	209
Lourd, katekiz heo	210

Rédaction et Administration

P. Théodore ROUSSEL

F.M. Capucin

28, Avenue de la Marne, LORIENT

C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoned ar bloaz.

MIZ DU

- 1 Meurz GOUEL AN HOLL ZENT. — A.J.
 2 Mercher .. GOUEL AN ANAON. — I.P. da choumit evid an Anaon abaoe
 dec'h da greiztez betek hanter-noz hirio, kel lies gwech
 ma z' eer d'an iliz.
 3 Yaou AN DEN-EURUS RENTER, kovez eus ar Chenta Urz.
 AR PLAC'H-EURUS MARC'CHARIT A LORRAIN, intanvez eus an
 Eil-Urz.
 4 Gwener ... S. CHARLES BORROME, Eskob eus an Trede-Urz.
 AR PLAC'H-EURUS HELENA, gwerc'hez eus an Eil Urz.
 5 Sadorn ... Gouel ar Relegou Santel miret en hon Ilizou.

- 6 Sul Eivret war-nugent Sul goude ar Pantekost.
 7 Lun Ofis an Holl Zent.
 8 Meurz Eizvet gouel an Holl Zent.
 9 Mercher .. Gouef Dedi Iliz vras Sant Salver.
 AR PLAC'H-EURUS JANED A ZIONA, gwerc'hez eus an Eil Urz.
 10 Yaou S. Andre Avellino, beleg ha manach.
 11 Gwener ... S. Martin, Eskob ha kovez.
 12 Sadorn ... AN DEN-EURUS GABRIEL FERRETTI HAG AN DEN-EGRUS YANN A
 BEC'H, kovezoutou eus ar Chenta Urz.
- 13 Sol Trede war-nugent Sul goude ar Pantekosi.
 S. DIDAS, kovez eus ar Chenta Urz. — I.P.
 14 Lun AN DEN-EURUS NIROLAS, merzer eus ar Chenta Urz. — I.P.
 15 Meurz Santez Jertruda, gwerc'hez.
 16 Mercher .. SANTEZ AGNES A ASIZ, gwerc'hez eus an Eil Urz. — I.P.
 17 Yaou AR PLAC'H-EURUS SALOME, gwerc'hez eus an Eil Urz. — I.P.
 18 Gwener ... Gouef Dedi Ilizou bras S. Per ha S. Paol.
 19 Sadorn ... SANTEZ ELIZABET A HONGRI, intanvez, Patronez Choa-
 rezed an Trede-Urz. — A.J. — I.P.

- 20 Sul Pevarvet war-nugent Sul goude ar Pantekost.
 21 Lun MARI KASET D'AN TEMPL. — A.J.
 22 Meurz Santez Sessilia, gwerc'hez ha merzerez.
 23 Mercher .. S. Klement, pab ha merzer.
 24 Yaou S. Yann a Groaz, kovez.
 25 Gwener ... Santez Katilin, gwerc'hez ha merzerez. — I.P.
 AR PLAC'H-EURUS ELIZABET A VAN, gwerc'hez eus an Trede-
 Urz.
 26 Sadorn ... S. LEONARD A BORZ-MAURIS, kovez eus ar Chenta Urz. — I.P.
 AN DEN-EURUS HUMBL, kovez eus ar Chenta Urz.

- 27 Sul Kenta Sul en Azvent.
 AN DEN-EURUS BERNARDIN A FOSSA, kovez eus ar Chenta Urz.
 28 Lun S. JAKEZ AR MARCH, kovez eus ar Chenta Urz. — I.P.
 29 Meurz GOUEL AN HOLL ZENT EUS TRI URZ S. FRANSÉZ. — I.P.
 (I.P. all o renevez ar Brofeson).
 30 Mercher .. S. Andre, abostol.



An DE PROFUNDIS — Pedenn an Anaon.

War don : Plac'hig Enez Eusa.

1

Eus an toull don, emoun ennan,
 D'eoc'h, va Doue, hopal a ran :
 Klevit, Aotrou, va mouez breman.

5

Me a esper, me didalvez,
 War gomz Done, komz ar furnez;
 Enni'ma sur ar wirionez.

2

War-du ennou stouit ho penn,
 Evit selaou mouez va fedenn
 Ha va zenna diouz an ankenn.

6

Eus goulou deiz d'an noz prennet,
 Ra 'n do Israel fizians yenhet
 'Vo gant Doue a zroug temnet.

3

Mar klaskit piz, Aotrou Doue,
 Ar pec'hejou eus hor buhe,
 Piou a gavo digor en ne ?

7

Rak an Aotrou a ro pardon,
 A ro dic'hle puilh ha gwirion,
 Pa vez glac'har leiz ar galon.

4

Met ho kalon a zo tener;
 Truez ho pe ouz ar pec'her :
 Setu perak me a esper.

8

Hag e torro, hen e-unan,
 An holl naskou, teo koulz ha moan,
 A stag e bobl, e park ar boan.

9

Aotrou Doue, rôit, ni ho ped,
 D'an Anaon paour, ar peoc'h a c'ched,
 'Kreiz ar sklerded a bad bepred !

BASTIEN.



Buhez Sant Fransez a Asiz

TREDE PENNAD

KENTEL 7. — Rebechou pouunner e dad. — Bennoz eur paour. — Goaperez e vreur. — Rann galon Fransez.

Eur c'halz a dud a gavas abeg er vuhez a rene Fransez; eum den ayat a yeas e kounnar dreist ar re all, ha hennez e oa Per Bernadone, e dad. Mez en doa, leiz e zilhad, pa gleve ano eus e vab.

Pa zigouez d'ezan kaout Fransez war e hent, e trôe e benn gant fae, evit merka e zisplijadur; awechou zoken, e kouez komzou a valloz diwar e vuzellou. N'helle ket entent e vije galvet e vab da c'houunit ar baradoz dre eun hent ker souezus, ken dishenvel diouz hent ar gristenien all.

Malloziou an tad dallet gant karantez ar bed ne oant ket se-laouet gant Doue, met poan a raent da Fransez, rak e galon a oa tener. Ouspenn-ze an den yaouank n'helle ket dizonjal ar boan en doa kemeret e dad gantan betek neuze; setu ma veze rannet e galon p'en em gavé dirazan.

Evit terri malloz e dad, e reas d'eur paour koz, Albert e ano, e heuilha eur pennad e pep lec'h; ar paour-ze a rôe d'ezan e vennoz, ken alies gwech ma kouez malloz e dad warnan.

Anjelo, breur ar Zant, a oa iye trôet gand e dad. Eun dervez ma oa Fransez, goude eur frapad labour, o pedi e toull dor eun iliz hag o krena gand ar riou, rak e zilhad a oa koz ha tano, hag an amzer yen, en em gavas Anjelo da vont ebiou. Hag hen da lavarout d'eur mignon d'ezan : « Ped eta Fransez da werza d'it eun nebeud heradou eus e c'houezenn ! — Nann, eme ar Zant, ne werzin ket va c'houezenn d'an dud, rak da Zoue he gwerzin hiroc'h. »

Peger poanius e voe evid an den yaouank an dismegans a daole warnan e dad hag e vreur. Poania a rae evid an Aotrou Doue, heuilha a rae an hent souezus merket d'ezan gantan, hag e dud a oa en e enep. Na dies e kave ! Evelato, mont a rae atao war raox.

KENTEL 8. — Iliz Sant Damian, hini Sant Per ha chapel Itron-Varia an Elez, er Porsionkul, a zo raparet.

— An tad a zo trec'h d'ar vez. — Petra rin, va Doue ?

An trubuilhou-ze ne virent ket ouz Fransez da boania war-dro e iliz. Meur a wech e reas an darbarer hag ar mansouner, rak nebeut a arc'hant a reseve, setu m'en doa nebeut a artizaned d'ober e labour.

Pa wele tud o tremen dre an hent, o fede dre gaer d'e zikour : « Entenit mat, emezan, ha deuit buian d'ober eun nebeud eus al



labour ganeomp, rak gwelet a reot aman eur gouent leanezed paour, bag a reno eur vuhez ker brudet dre he zantelez, ma vezo meulet dreizo Doue an Tad en Iliz a-bez. »

Ar bliaz 1207, o'ch echui, a welas Iliz Sant Damian adsavet, ha mab Per Bernadone o kenderc'hel gand e vuhez a labour, a bedenn hag a baouentez.

Pa voe echu an Iliz, Fransez a gestas eol evit kaout meur a gleuzur atao war elum da sklerijenna skendem ar C'hrist en doa komzet outan. A-greiz ma rae tro kér gand eur podik evid an eol en e zorn, e tigonezas dirag eun ti kaer a oa trouz hag ebab ennan; eul lein vras a oa bet, hag an dud a c'hoarie da c'houe. Pa zonjas peger paour e oa gwisket, an den yaouank a zavas mez gantan : « N'in ket, emezan, gant ya dilhad garo ha paour dirak tud gwisket kaer ha pinvidik. » Hag hen dont war e giz d'iouz an ti.

A vec'h er ru, ma glevas rebechou e goustianz : « Te ac'h eus mez, bresman p'emout o labourat evid an Aotrou Doue ! » Dihunet gand ar vonez-se, Fransez a zistrôas dioustu et ti, a c'houennas a'uzen eur berad eol bennak digand ar yaouankizou gwisket kaer ha faro, hag a yeas dirag ar c'hoarieren azezet ouz taol, kou's ha dirag ar re a rae o diviz etrezo. Lod a rôas eol, lod all arc'hant evit prena ar pez a oa ret; bez 'e voen mat c'vd ar zant, abalamour ma oa izel a galon.

Kempenn a reas Fransez iliz Sant Per da-c'houe; eno avat, al labour a voe graet dillo, rak aluzenou kaer a resevas neuze.

Adsevel a reas ospenn, er bloaz 1208 ive, eur chapel all, unan eus ar re gosa er vro. Graet e veze anez, da genta, Santez Mari Josaphat, ha da c'houde chapel ar Porsionkul; rak savet e oa bet, meur a gant vloaz a oa, war eun dachennik douar da Dadou Urz Sant Beneat. Eun dachennik a vez graet anez porsionkul e latin.

Ar chapel-ze a veze hanvet c'hoaz chapel Itron-Varia an Elez, o veza m'o doa meur a gristen gwelet alies aelez el lec'h-se. Kristenn ar vro a oa mat da vont di da bardona, ha distrei a rejont enni gant muioch a blijadur c'hoaz pa voe raparet gant Fransez.

P'en doe kempennet e deir iliz, an den yaouank a chomas eur pennad da ehana. An teir-ze, hervez an doktored, a verke an tri urz a diele ar zant sevel diwezatoc'h, evit brasa gloar an Aotrou Doue ha brasa mad an eneoù.

Pa ehana e gorf da labourat, spered an den yaouank en em rôas d'ar bedenn muioch c'hoaz : n'ehane ket da c'houlenn sklerijenn digant Doue evid anaout e volozet santel. Trôet en doa kein d'ar bed, graet en doa fae warnan, ha breman e c'houlenne : « Petra rin, o va Doue ? »

KENTEL 9. — Aviel an oferenn a zesk ar baourenteze parfet d'ar zant. — Gwiskamant dister. — Dispenn a ra roudou Sant Anton


Eur vintinvez eus fiz C'houevr 1209, Fransez a zelaoue gant devosion an oferenn e chapelik ar Porsionkul, pa glevas ar beleg o lenn an Aviel : « It ha prezegit... pareit ar re glanv, dihunit ar re varo... n'ho pezet nag aour nag arc'hant na pez-moneiz ebet en ho kouriz, na sao'h evid an hent, na bara; rak al labourer en deus gwir d'e vegans. Pa 'z eot en eur ti, saludit-hen en eur lavaret : « Ar peoc'h ra vezo d'an ti-man. » Ma z' eo din, ha peoc'h a ziskenno warnan; ma n'eo ket, ho peoc'h a zistroio d'eo'h. »

O klevet ar gentel-ze, an den yaouank a zonjas : « Setu aze ar pez a glasken, ar c'homzou-ze eus an Aviel a zo bet lavaret evidoun. » Ha ken alies gwech ma sonjas enno diwezatoc'h, e tisklerias : « Ar c'homzou-ze a oa respount an Aotrou Doue d'ar gouleñn a raen d'ezan, e gouelec va ene ; « Aotrou Doue, petra dlean d'ober ? » Pa reas e destamant, e tisklerias an hevelep tra : « An Holl-C'halloudek en deus desket d'in e tlen reiza va buhez hervez kenteliou an Aviel. »

Kerkent, evit sent ouz mouez Doue, an den yaouank a daolas pell dioutan e yalc'h, e vaz, e votou, e vantel, hag a wiskas eur zae goz graet gant gloan fetis ha disliv, evel m'o doa ar re baour war ar maez. Mont a reas neuze da Asiz diarc'henn ha diskabell, eur gordenn en-dro d' groazlez, evit prezek ar binijenn d'an dud ha gounit a nevez da Zoue an eneoù en doa prenet gand e wad. War-c'horre ar zae, ouz kein, e oa eur pennik mezer a c'helle beza savet da c'holoi ar penn, pa veze re fall an amzer.

Er penn kenta eus an Iliz pe dost, eun den yaouank, Anton, a glevas lenn eum derivez, e Aviel an oferenn : « M'ac'h eus c'hoant da veza parfet, kea, gwerz da dra, hag ez pezo eun tenzor en neny, ha dens d'am heul. » Sant Anton a zentas dioustu.

Gwelout a reomp hirio Fransez oc'h ober eveltan.



Brezel d'ar vesventi milliget

Lavaret hon eus pegement a zroug a ra d'ar den an alkool, an odivi. Devi a ra d'ezan e c'hzwad, hag an den keiz a gall beindez muioch n'mi eus e nerz, pep seurt klenyejou a stag outan, ha gwelet e vez everien alkool hag a zo henvel ouz tud koz d'o daou ugent vloaz, dinezet holl, devet evel n'am eus lavaret, hag e varvont, yaouank c'hoaz, dre o fact. Avechou, n'e ket a-neboudou ec'h en em lazon, met en eun taol, ha stank int en hor bro an dud a vez kavet maro e foiz an hent bras, goudé beza evet eur e-hovad alkool. Pebez maro spount !

Avechou e vez klevet tud o lavaret : « Me a anavez meur a himi hag a ev odivi, ha gouliskoude a jom krenv ha yac'h ha koz var an douar. » Ya, gwir eo; kement-se a wele avecchou. Bez ez eus tud a zo krenv mantrus; kaer o deus loumka odivi, e c'helont harpa ouz ar c'h'envend hag ar maro.

Met, ma c'hell lod eus an everien odivi harpa peli, sellit ouz o bugale. O bugale a bao evito. O bugale a vez traou fall, drouklivet, ato eun c'hlennet bennak o staga outo; meur a himi a vez diot, a gouezo e droug-sant.

Medesined hospitaliou Paris o deus gret enklask meur a vech var bugale an everien odivi. Kemeret o deus, eus eun tu, dek tiegez fur enno an dud, ha dek tiegez a oa enno mesverien.

Setu aman eur diverra eus ar pez o deus kavet : e dek famili fur, enno 61 bugel, 5 a zo maro ez vihan; 6 a doa sperejou pond; 50 a oa yac'h a gorf hag a spered.

An dek famili all (troet da eva) o deus bet 57 bugel : 25 a zo maro ez vihan, hag a groge enno ar c'hrena; 16 a goueze e droug-sant; 6 a oa diot; 10 hepken a oa yac'h.

Eur medesined bras eus Paris, an aolrou Legrain, en deus gret enklask var 215 famili everien odivi. Eus 819 bugel, 270 a zo maro ez vihan. An darn vrasha eus ar re all a oa traou fall, diot, a goueze e droug-sant, ha deuet da yeza bras, en em roas ije d'an eva evel o c'herent. Eun nebeut hepken a vee kreny awale'l.

N'e ket hepken ar relijon a ra d'an dud eun dever da veza fur e kenver an eva, met o'hoaz ar pez a wele, ar pez a laver ar vedesined, ar skiant-prenu.

Tadoù ha mammou, m'ho peus c'hoant da jou yac'h ha krenv, c'hou hag ho pugale, dilezit an alkool, n'en em roit ket d'an eva. Ne gemit eus ar gwir, ar chist nemet gand evez, hag an nebeula eo ar gwella. Ha ma ne evit berad ebet, ne vezot ket

falloc'h, pell ac'hano. Ar boued yac'h, aozet mat, eo a ro nerz d'an den, an alkool ne ra nemet lemel an nerz.

Na reut ket d'ho puga'e na gwin na chistr : n'o deus ket ezomm. An traou-ze a ra droug d'o yec'hed. O boazit abred da vizza fur, ha boazet ez vihan e kendalc'hint pa vezint bras, e raint d'eo'h enor ha pliajudur.

Ar vesedien desket a lavar evelhen : « Roit da zaou bugel an hevelep boued, an hevelep bara, kig ha traou all; lezit unan gant dour hepken, ha d'eun all roit gwin d'e brejou pe etre e brejou. Ar bugel n'en dezo evet nemet dour a vez kalz krenvoc'h evit egile. »

Rak-se, kerent kristen, espernit hoe'h arc'hant, na rit ket dis-pignou foll o prena gwin ha chistr a goust ker hag a ra muioc'h a zroung eget a vad.

Ar penn kollet gand an odivi.

Gwelet ho peus holl penaos eman an dud vez. Ne ouzon mui na petra reont na petra lavaront. Ne deu eus o genou nem geriou diskiant, skouer fall a roont endro d'ezo, ha d'o buga e dreist-holl.

Avezhou, n'e ket hepken evid eun nebeut amzer e kollont o fenn, met evit mat, hag e ranker o c'has d'an hospital. E hospital Kemper ez eus 7 pe 8 kant, hag ar medesin a zo reñ an hospital-ze a lavar evelien : « Var gant a zo aman, ouspenn tri-ugent a zo abalamour d'an alkool. »

Avechou, n'e ket ar re a zo bet mesverien divalo eo a goll o fenn, met o bugale; ar vuga'e a bao evid o c'herent. Evel ma lavare gwechall ar Juzevien : « Ar gerent o deus debret rezin glaz, har ag vugale o deus bet poan en o dent. »

Bez ez eus familhou hag a zo bet ampoezounet, dismantret gand eun tad, eur vamm o doa en em roet d'an odivi. Ar vugale a zo denet da veza diot.

Dispignou foll gret en odivi.

O konta an arc'hant laket da brena odivi, an arc'hant kollet o
veza ma chomer hep-labourat, ma teuer da veza klanv, e kaver,
abenn fin ar bloaz, eur bern bras a zispignou. Eun tamm mat-
muioch a vez dispingnet o prena peadra da eva eget o prena bara.

Anez an tech da eva, e vije en holl diegeziou, kouls lavaret, an dud en o aes; e lec'h bremen, kaer zo kreski a fae d'an dud, e vez c'hoaz re alies berr an traou ganto. Rei arc'hant da vesverien a zo evel taoler dour en eur baner.

Etouez ar vicherourien, nag a hini, goude beza tremenet ar zuloc'h eva, a dremeno c'hoaz al lun, hag avechou ar meurz hag an merc'h her; d'ar yaou e vezint klanv, ha setu lipet ar zizun, hep m'o dese gret netra, kouls lavaret.

Den na c'hefle niveri an dervezioù labour kollet evelse. Ha petra c'hoarvez ? Dienez, skler eo; gwenneg ebet da brena bara, kenneud, dillad. Ar vugale a zo gwisket fall, liou an naon a zo var o dremm, eun druez eo o gwelet.

Mez taolet var ar vro.

Ar Vretoned a zo brudet fall a bell bro. Mont a reont du-man du-hont, da Baris ha d'ar c'heriou all, da glask labour, hag e pep lezh eo'h en em reont d'ar yassventi.

En hor fariou, pardoniou, nag a dud a vez mezo ! An dud estren, pa deouent en hor bro a wel dirag o daoulagad mesverien divalo kollet ganto o fenn, hag e lavaront : « Ar Vretoned, d'ezo da veza kristenieñ, n'int ket gwelloc'h evit-se. Kalz.mesverien a we.er en o zonez. O relijion ne yir ket out d'en em ri d'an eva. »

An holl draouze a ziskouez d'eo'ch ho tever, kenvreudeur an Trede Urz.

C'houi a dle poania, dre ho kenteliou hag ho skoueriou, d'ober vad endro d'eoc'h, da zistrei ar re all diouz an eva, d'o boaza da veza fur. Dreist-holl en ho tiegeziou e c'hellit kalz. Na roit ket da eva evid an distera digarez, na roit ket da eva d'ar vugale. Na gemerit nefra etre ho prejou. Lavarit, pa vez o kinniget d'eoc'h da eva : « N'am eus ket a zec'hed. » Gouzout a rit, ar giziou fall ne vezont torrel nemet gant giziou mat. Hag er giziou mat, pe-naos e vezent digaset ? Gant tud a benn, a nerz-kalon, a wel petra zo d'ober hag a gerz dre an hent eùn dispoount ha direbech.

C'houi a vezo an dedze, ha bezit sur, kalz vad a reot d'ho preudeur, d'ho pro ha d'ar feiz.

J.U.

Gouelion ar Visionerien

An holl a oar pegez talvoudek eo ar Misionou er broiou difeiz. Eno e labour ar Visionerien da rei deskadurez kristen d'ar baganed ha d'o lakaat war hent ar baradoz. H.T.S. ar Pab XI, muioch'h c'hoaz eged ar Pabed a zo bet aroazan, en deus rôet diwar-benn labouriou ar Visionerien Aliou skaer ha fraez bag en deus ga'vet an holl gristenien da rei d'ezo skoazel dre o fedennou hag o aluzenou.

Evit rei d'emp̄da anaout o labouriou, o ezommou ha doare o Misionou, ez eus bet savet en Eskoptiou Kemper ha Gwened goueliou kaer. Ar goueliou-ze a vezoz;

E Brest, eus a 26 d'an 30 a viz Here.
e Kemper d'ar 1 ha d'an 2 a viz Du.
e Douarnenez eus ar 4 d'ar 6 a viz Du.
en Orian eus an 10 d'ar 15 a viz Du.
e Gwened eus ar 17 d'an 20 a viz Du.

Diskouez a ray ar Visionerien en o staliou bep seurt traou eus ar broiou emaint enno, ha prezegennou a raint diwar-benn ar boulou difiez.

Bugale Sant Fransez a vo da genta o vont da we'lout ar staliou-ze ha da selaoù ar prezegennou. Dre-ze e tiskouezint o deus e gwirionez spered Sant Fransez, en doa kement a zoursi eus silvidigez an eneou,

Seizvet devez war 'n ugent a viz Du

Ar plac'h eurus Delfina a C'hlandev
eus an drivet urz (1284-1358)

Soublomp hon spered dirag an Dreinded enorus, ha kasomp d'he bete hon trugare doujus. Da Zoue ec'h omp dileourien eus ar pep gwellan a' zo emnomp. Buhe ar c'horf en deus teurvezet rei d'imp hag evid adrei d'imp buhe an ine Doue en deus dégat-set e Vab Jezus da c'houzany poamiou skrijus. Ha laret eo hon fec'héjou a zo penn-abeg da Boanion hon Salver ! Na ledet eo d'imp eta kaout keuz d'hon fec'héjou ha, histrei da vat ouz Doue, o c'houllen digantlan lakaat en hon c'halonou eur garantie virvidik. Pedomp ive ar Spered glan da rei d'imp an nerz da stourm dale'hus ouz enebouriou touet hon ne ha d'ober evrad hon labouriou pendieiek. Dre Nerz ar Spered Glan e teuio d'imp an treç'h.

Skoazellet gant Doue, Delfina a c'blandev (en galleg : Delphine de Glandèves), lakaet gand an Iliz e renk ar merc'hed evurus, a voe eur zantez yras evel pried hag evel intanvez.

1

Santelez Delfina e stad ar briedgelez

Delfina a C'hlandev a voe unan eus ar grwagez ma c'heller laret diouete komzou ar Skritur Sakr. « Eur wreg vat a zo eum tensor a dalvoudegez vrás rak d'an hini en devo e gavet an tensor-ze a dalvezo da levezin wirion ha padus. Ne vefe ket re vrás labour mont da glash an tenzor ze betek da benn pellan ar bed. »

Ma oa fur hag hegarat ar wreg an ozarc'h a voe roet d'ezzi a
oa eun den santed. Delfina hag Elzean he fried a r   eun tiegez eus
an dibab. Eun tammik sell hepken war o buhe hag e cheller
merzout pegen unanet e oa an daou briod ha penoz e ouient en
en harpan evit kerzout en hent ar Zantelez ha lakaat spred an
Aviel da vleumian en o holl oberou. Pegen kaer gwelout priejou
glan unanet gant chadenn aour ar garante gristen ! Bean glan ha
mirout ha glanded setu memnoz bras Delfina. He zad ha lakaas
da zimezi gant Elzean, kont Sabran. D'abarde, goude an dimezi,
Delfina a zesklerias d'le fried he doa graet le da chom gwerc'hiez.
Elzean a asantas gante gant plijadur. Hag e tremenjont an noz-se
ha meur a noz vez goude o pedi a-unan evit goull digant Doue o
zikour da chom gwerc'h epad o buhe.

Gwelomp pesori stad a reomp-ni eus ar glanded.

Elzear ha Delfina en em gare keñan; hag o c'harante a oa gwirion ha padus rak diazzeret e oa war garante Doue. Elzear a varvas e Paris en 1352. Pa oa war e dremenvan e vœ degaset d'eau Bara an Ele hag e laras nenze dirag an holl : « Lezel a ran Delfina ken gwerc'h vel ma oa kent bean ma fried ha ma 'm eus graet eur vad bennak em zammik buhe, d'ezí, ya d'ezí eo e tlean ar vad ze. » N'helle ket Elzear bean graet kaerroc'h meulodig eus e wreg !

Ma oa glan en he buhe, ma oa birvidik-tre en he c'halon karante Doue ha karante an nesan, Delfina a oa gwall zistak diouz madou tremenus an douar.

Pinvidih mor e oa; nemet e veve gand he madou evel m'he n'o dije ket bet. « Me a garfe, emezi, me 'garfe gwelout ma c'hestell tangwallet ha ma madou holl o vont gand an avel evit bean paour evel Sant Fransez. » Seurt komzou ne oant ket komzou goullou evit Delfina. Ar beorien o deveze dalc'hmad an dégemer ar gwellaen en he zi ha plijout a ré d'ezzi o zikour da vevan.

An daou bried ne rent netra en diav  z da Lezen Doue. Mistri e oant en o bro pegwir Elzear a oa kont Sabran. Gouarnet e veze ar vro herve gourc'h emennou Doue hag ar peuc'h a rene er vro. An daou bried a d  le kalz a evez ouz an dug izel, ar re n'o deus netra netra nemet o daouarn ha labourat.

E kreiz ar bed a veve an daou bried, met c'heant o doa d'en em virot diouz spered ar bed. Evit se en em lakjont o daou er dr'vet urz Sant Fransez. Goût a ouient ec'h eo red diwall ha bean war evez rak Spered ar bed a voug spered an avieli.

Delfnia a vœ rannet holl gand ar glac'h par varvas he fried Elzear. Daou dra dreist holl a r  d'ez i gouelan : o vean n'he doa ken evit hezikour alioù fur ha skoazell ha den hag o vean m'he doa doan bras eus barn reiz an Otre Doue. Met Elzear en em ziskouezas d'ez i laret : « N'ho peus lec'h ebet nag abeg da vean ken strafuilhet. Ech on gand an dud evurus e l z Doue hag o lezel a ran brennan hep na chaden na kabestr da vean holl da Zoue ar neurrest eus ho puhegez. »

Ya en gwirionne sed aze eur vuhe a gaver enni spered an aviel o vleuinia hag o teurel frouez. Doue da gentan dre holl, en holl labouriou. Forz e pe dachenn e labourer arabad lezel Doue a ziagez d'al labour. Ha ni petra 'rempo ?

三

Santelez Delfina evel intanvez

Eur wech intavez Delfina a oa en he sonj en em westlan da Zoue gwelloc'h c'hoaz eget kent. Hag e reas. N'helle ket en em zizober eus konte Arian heb aotre Roue Napl. Mont a reas eta d'ar gér-ze hag e vevas eno sioul hag uvel o rei skouer vat d'an holl. Ne fellas ket ganti chom er palez : dibab a reas eviti an disteran ti a oa en Napl. Ne oa eta evel kalz a dud o klask brud hagenor.

Gwelet hon deus ne oa he c'halon gant danve hag arc'hant ha sed e strive evit bean paour muioe'h eget ma striv an dud — en de hirie dreist-holl — da zustum danve mui ouz mui. Ar baourante a oa he zensor-hi.

Goude bean ramnet he danve tre ar beorien ec'h è en dro eus
an eil dor d'eben da glask he bara. Bevan heb enoriou a oa he
flijadur. Ne viras ganti nemet eur plach' enor hepken; ne felle ket
d'ez'i kaout matez ebet.

Eus Napl Delfina a zeusas da chom en Cabrières en Provanz, barz eun tamm koz kastell tostik tost d'an iliz. Ma c'helle e gizze beugnal an ofisiou ha chom en iliz lajadou-mat da azeuli ar Sa-

kramant meulet ra vez. Hag e c'helle tud Cabrières gwelet eur brinsez vras o c'houllen an aluzon e struedou o c'hér hep ken gwiskamant nemet eur zae rust ha dister ha war c'horre korden skoulmennek Sant Fransez.

Gand ar beorien en em blije; dëbri ganté hag azezan gante en iliz war skabell an duud paour. Eur skouer dispar evidomp tud lor'elus, balc'h ha rok. O prizez vat, distroet en hon mesk da zeski dimp gounid. Kalon ar paour kez, deski d'imp e frealzi hag e zikour.

Peden. — O Doue, c'houi hag hoc'h eus roet da Zelfina ar c'hras da chom gwerc'hez er briedelez, grit ni ho ped m'hon devo peurz ganti e levezenez ar Baradouz.

Mennoz. — N'heller ket chom glan hep kastiyan ar c'horf. Hen ober a rin anez Doue am lezfe ma unan hep na harp na skoazel.

Boked. — Delfina a ouele kalz evit paean d'e he fec'hejouzemezi. Hag e voe laret d'ez i kollje he daoulagad. Sed e laras neuze : « Daoulagad ar c'horf n'o deus eviton talvoudegez ebet gand ma chomo ganen daoulagad an ine da verzout pegen diaval eo ar pec'hed.

E.R.

Kelou eus ar Vreuriezou

Enez Sun. (*Ille de Sein*), 8 Gwengolo.

Parrez Enez Sun, brudet dre he spered kristen, a oa pemp bloaz' zo o c'hortoz ma vije savet enni eur Vreuriez eus an Trede-Urz.

Labour ar misionou hag ar mor bras da dreuzi o deus hor c'hat da vont di bete bremia.

Deiz Gouel Ginivelez ar Were'hez Vari a voe merket evit sevel ar Vreuriez nevez.

An Tad Vizitor en deus diskouezet talvoudegez an Trede-Urz, ar meuleudiou kaer roet dezan gand an Iliz, ar c'hrasou bras e kaver ennan hag ar vertuziou ez eo mammenn anezo.

Breuriez Enez Sun a zo eur c'houec'hvet Breuriez savet e Kanton Pont-Kroaz met n'eo kef an distera, a-vec'h savet ez eus e enni 32 maouez pe waz. Araok kloza ar vizit, 9 a reas profesion, 5 a gemeras gwiskamant an Trede-Urz ha 18 a rôas o anoiou da Genfeliou Sant Fransez.

Plijet gand an Aotrou Doue ha Sant Gwenole benniga ar Vreuriez nevez !

F.

PEDOMP EVIT HON ANAON

Ploudalmézeau. — Franseza GUENNEGUY (*C'hoar Mari Anton a Badouz*), maro d'ar 7 a viz Gouere 1927, goude 29 vloaz profesion en Trede-Urz.



Bleuniou Sant Fransez

X^e Pennad

Breur Maze, eun devez,
Lavar da Sant Fransez,
N'eur distagan eur festigell,
E rede an duud war e lerc'h,
Vel al logod, o klask bleud kerc'h; Vel aman m'hen diskoue.
Hag a zindan e bichourell,

Sant Fransez a chomas, eur pennadig, hervez,
Da diskuij e kouent Maria-An-Ae'ez
E-touez, e genvreudeur, ez oa eno gantan,
War dro ar c'houlzou-zé, Breur Maze Marignan;
Eur sant, pa lavarin, hag eun den a furnez,
Pa gomize eus Doue, na pebez levezene,
E vije hen klevout ! Eur seurt den a zoare,
N'alle Fransez d'ezan, krennan e garante,
Eun deiz ma oa ar sant, o tistrei eus ar c'hoad,
Lec'h plije d'ezan mont, da bedi, eur pennad,
Breur Maze vit gwelout, peger kaer ne oa ket,
E kalon Sant Fransez, bleunnenn an izelded,
Yreas d'hen diambroug, hag evit kaozeal,
E laras a greiz-holl, evel en eur farsal :

« Evit petra, larit d'in me...
« Evit petra, epad an de...
« Evit petra, evit petra
« Evit petra, tra, la, la, la ? »

“ Petra 'fell d'ee'h, ma breur Maze ?
 “ Marc'het 'vefe, ho teod, fete ? ” —
 — “ N'eo ket, ma zad, met c'hoant am eus,
 “ Gouït vit petra, kement a reuz.
 “ Evit petra, hervez ar vrud,
 “ Vez endro d'ec'h, kement a dud,
 “ O klask, bemdez, sevel o fri,
 “ Ha gante, lerer, eun dourni !
 “ Pêr, ho kwelout a-dost, 'renko
 “ Pôl, d'ho klevout a dosta :
 “ Ha goudé, Mari-Madalenn,
 “ Senti ouzoc'h, ô, ya ! laouen.
 “ Ha koulksoude, war ma meno,
 “ Ne doc'h ket, nann, eur pôtr brao !
 “ Gant ho skiant, ne doc'h eur c'houïl :
 “ Ne doc'h eus gouenn an dudjentil.
 “ Evit petra en em vodfe
 “ Au ded 'ta en-dro d'ee'h bende ? ”
 O klevout eur seurt komzou, kalonig Sant Fransez,
 A daoulammas en e greiz, gand eur barr levenez,
 Hag e-trezeg an Nenyou, savet e zaoulagad,
 E chomas da brederian, gant Doue, eur pennad.
 Distroet war an donar, raktal e taoulinas
 'Vit meuli, trugarekât E vadolez ker bras.
 Hag oc'h ober eun tamm sell, ouz e genvreur Maze,
 E tisklérias fraez d'ezan, e damm meno war ze.
 “ C'hoant hoc'h eus 'ta, ô, ma breur kér !
 “ E lavarfen d'ec'h, brennan, sklér.
 “ Perag e teu kement a dud
 D'am heul ha gante, eun tabut !
 “ Madelez an Aotrou Doue,
 “ E sellou o paran, bemde,
 “ War an den just, war ar pec'her,
 “ A dalvez d'in eur gras ker kaer.
 “ Kaer o deus bet, e zaoulagad, furchall dre-holl er bed-man,
 “ N'o deus ket gallet dizolo, biskoaz c'hoaz betek brennan,
 “ Eun den falloc'h egardon-me, eur galon ker kailharet,
 “ E-touez ar brasan pec'herien, brasoe'h pec'her ne deus ket,
 “ Doue n'eus ket c'hoaz, nann, kavel, e neb korn war an douar
 “ Vit skulhan war an ineou, e vadolezou dispar,
 “ Eur e'hrouadur, dileet d'ezan, bezan muioc'h disprizet
 “ Egedon-me, o, Breur Maze ! ha ganin c'houez an daonet.
 “ Setu aze skeudenn, gwall skeudenn ar pez vil
 “ Ret dilennet (1) gantan, 'vit mez an dudjentil,
 “ Hag evid ober goap, ouz brasoni ar bed.
 “ Ouz e furnez a-c'hin, e c'henediv dyleuniet,
 “ Ma e'houezo an holl, e teu ar gwir furnez,
 “ Ar vertuziou gristen, hag an holl vadolez
 “ Eus perz Doue hepken, evel eus eur vammenn,
 “ A garantez dispar 'vit e gronadurien.

(1) Dilenn : choisir.

“ Petra 'fell d'ezan, e gwirione
 “ Ma ne deo ket gwelout noz-ha-de
 “ Ar re 'blij d'eze, en em veuli,
 “ O klask o gloar hepken en Hini
 “ Ra vez e Ano kanmeulet,
 “ Ha gant doujans, dre-holl enoret,
 “ Hirie hag arc'hoaz, e peb amzer,
 “ Jezus Hon Aotrou hag Hon Salver. ” —
 Dirak eur seurt komzou, ker kaer all diwaned,
 E liorz an doujans, hag ar gwir izelde,
 Breur Maze, n'eo ket souez, 'vel bamet a chomas.
 “ E pelec'h emezan, kavout eur sant ker bras
 “ Klaskit dre-holl, war an douar
 “ Ne gaofet ket, nann sur, e bar.
 “ Ar gwir izelde a galon,
 “ 'N deus bet Fransez 'vel donezon. ”

POTR JULUEN.

Sonjite ervat

Diwar-benn kenta 'malloz Hor Zalver.

I.— Sonjite ervat e komzou Hor Zalver : « Malloz warnoc'h, tud pinvidik, rak c'houï zo eurus. » Beza milliget gant Hor Zalver, pebez darvoud evid eun den, rak Doue an Tad a varn atao evel Doue ar Mab.

Ma karit Doue evel ma leit, na stagit mors e kalon ouz madou an douar, madou hag a zo milliget gant Doue.

II.— Sonjite ervat pegen truezus eo stad an dud pinvidik ! Perak ? Abalamour o danvez o doug d'ar gwall-zispignou a zigor d'ezo frank dor ar pec'hed. Diaesoc'h eo d'eur pinvidik eget d'eur paour chom war an hent mat, diaesoc'h eo d'ezan gounit ar bardozi. Na glaskit ket eta madou an douar, p'egwir int ken noazus. C'houï a wel oc'h douget d'an droug, tec'hit eta diouz ar madou ho toug aesc'h d'ezan.

III.— Sonjite ervat : perak en deus Hor Zalver milliget an danvez ? Abalamour an danvez a rent eurus. An den en deus kement a c'hoanta ne sonj mui e Doue; evel n'en dije ezomm ebet anezan, ne ra netra evitan. Setu m'eo ar stad gwasa ma c'hell an den koueza ennan.

Er baourenteñ n'ankounac'haer ket Doue. Ar paour en deus bepret ezomm anezan; ennan eman e holl fizians. Kaout bepret sonj eus a Zoue eo e gwirionez uhela pazenn ar zantelez.

—————*



*Lizer bon Jad Santel er Pab Pl IX
divarbenn ar 100^{me} bloavez goude maro Sant Fransez
a Asiz.*

Sant Fransez hag ar baourentezez.

Evit gwelet sklaeroc'h ar wirionez-se, taolomp eur zell, war ar vertuziou kaera o deus laket Fransez e stad da ober kement tra a c'houlenas, Doue digantur evit mad an Iliz hag ar broiou.

Aesoc'h eb komprent egent diskouez pegement e karie ar baourentezez. An holl a oar oa douget kenan da zikour ar beorien.

Hervez Sant Bonavantur, ken madelezus e oa, « an hini a zejaou, a-neuze zoken, gand evez mouez an Aviel », m'en doa laket doun en e benn ar zonj da rei atao e aluzen d'ar paour, ha dreisthoil pa veje goulennet « en anou Doue ». Gant sikour gras Doue ne zaleas ket d'ober kaeroc'h c'hoaz. Eun dervez goude beza bet eun tamnik rust ouz eur paour e savas kement a geuz gantan, ma redas warlerc'h ar paour evid ober d'ezan an holl vad a oa en e c'hallooud.

Eur wech, diouz an abardaez, edo o tremen dre Asiz en eur gana, gand eur vandenn paotred yaouank, goude eur pred bras en doa debret ganto. Hogen setu hen o chom a-zav en eun tao!, evel pa vije bet eun dra gaer bennak dirag e zaoulagad. E vignoned a c'houlenas outan hag o sonjal edo en « hini en doa dibabet da bried ». « Re wir ho komzou, emezan : emaoun o sonjal e kemerin ar pried enorapka, ar pinvidika, ar vraya a zo er bed. » Da lavaret eo : ar baourentezez, pe gentoc'h an « urz » diazezet war ar baourentezez.

Hor Zalver Jezus-Krist, hen ker pinvidik all, hag a zo bet falvezet gantan beva paour evit hor pinvidikaat dre e baourentezez, a zeskas da Fransez ar furnez-se, a zo ken uhel dreist furnez mab-den, gwir vanmenn a zilyd'gez evid ar bed. Jezuz en doa lavaret : « Eurus ar re a gar ar baourentezez. Ma fell d'eoc'h beza direbech, it da werza kement ho peus, roit an arc'hant d'ar beorien, ha goude deuit d'am heul. »

Beza paour vel m'her goulenn Jezuz, a zo eta en em zistaga a galon vat, pouzhet gand ar Spered Santel, diouz holl vadou an douar, ha n'eo ket evel ma ra lod, en despet d'ezo, gant keuz, pe dre fougeerez. Sant Fransez en em stagas ouz ar baourentezez gant kement a garantez ma her galve gant douster ha doujans, e itron, e vamm, e bried. Sant Bonavantur a skrive diwarbenn kement-se.

« Den ebet n'en deus c'hoantaet beza pinvidik evel m'en deus hen c'hoantaet beza paour; den ebet n'en deus miret eun tenzor gand an aked a lakeas da viref ar berlezenn-ze ma komzer anezzi en Aviel ». Sant Fransez e unan, pa gomz eus ar baourentezez en e « Reolem », pa gemenn d'e vogale en em staga outi mutioc'h c'hoaz eged ouz ar vertuziou all, a ziskouez mat pegement ec'h istine hag e kare ar vertuz-man. Setu e gomzou : « Ken uhel eo ar

baourentezez a c'hourc'hemennan d'eoc'h, ya breudeur karet, m'a ra d'eoc'h beza eritourien ha roued rouantelez an nenv. Ganti e chomoc'h paour a vadou ar bed-man, savet e vezoc'h avat beleg uhelda pazenn ar zantelez. Ra vezoz ho lodenn-danvez; da c'hit star d'ezi; na glaski ket war an douar-man kaout netra all-ebet, m'her goulenn diganeoc'h en ano hor Zalver Jezuz-Krist ».

Fransez a gare ar baourentezez, abalamour dreisiboll ma plijet d'ar Werc'hez, mamm-Done, ha m'en devoe ar Zalver he douget gantan war ar groaz evel e bried. Disprizet oa bet goudle-zez gand an dud, a gave oa eur vignonez re rust ha re hegasus. Pa zonje e kement-se, Fransez a oue'e hag a huanaide. Piou ne veje tenerael e galon o welet, — tra souezus, — an den-man ker staget ouz ar baourentezez, ma seblante evid e vignoned bag eleiz a dud all, beza kollet e skiant vat. Penaos chom souezet dirag ar melenoudou en deus het « Paourig-Asiz », goude e varo, digant kement a dud, en o souez meur a hini n'oant ket gwir gristenien; dirag ar melenoudou a reseo c'hoaz digant tud hon auzer-ni? Dant Alghieri, eur barz dispar, a voe gand ar re genta o kana en enor da zant Fransez. En eur werz eus ar re gaera, ar « Baradoz » a vez graet anezzi, Dant a gontas penaos e timezas Fransez gand ar baourentezez.

Sant Fransez den umbl a galon.

Fransez a ouie n'helle ket en em zistaga ervaet diouz madou en douar heb en em zistaga iverz dioutan e-unan, hep beza eun den umbl a galon. An diou vertus-se a ya bepret an eil gand eben, Fransez dre-ze n'helle ket o dispositia, ha ne glaskas morsenne ober : « Paourentezez, itron zantel, emezan, ra viot bemiget gant Doue, c'houi hag ho c'hoar zantel, Unilite.... Paourentezez a ziskar c'hoant e geziou direz, avaristed, enkrez tud ar bed. Levr Imitasian Jezus-Krist a lavar petra eo Sant Fransez gand eun nebeudik geriou :

« Fransez, an den umbl, en deus lavaret an dra-man :

Ar pez ma 'z omp dirazoc'h, va Doue, setu ar pez ma 'z omp, ha netra ken. »

Rak-se, e zoursi brasa oa en em ziskouez e louez an dud evel an distera hag an diweza. Raktal goude e gonyverson, e bijadur a voi beza goapaet gand an holl, Baoust m'oa hen diazezour, tad, ha lezemour urz ar « breudeur bihan », e klaskas e touez e venec'h unan evit beza rener ha mest warman. Kaer o devos bet e vogale e bedi en eur ouela, kerkeut ha m'her gellas, e lezas e garg gand eun all « evit miret ar vertuz santel a umilie »; ha goude, beteg e varo, e sentas gwelloc'h eget hini.

Alies e veze pedet gant kardinaled ha tud e kargou enorus da loja ha da breja en o zi : morsne asante. Ar brasa istim en doa evit ar re all, hag atao e touez enor d'ezo : hen avat, en em lake e renk ar brasa pec'hierien, ha boazet oa da lavaret, m'her defe Doue diskouezet d'eun torfetour kement a vadelez ha d'ezan, e veze deuet an torfetour-se da veza dek gwech santelec'h egetan. A Zoue hag a Zoue hepken a tene, emezan, an nebeudik vad a oa, ennan. Setu perak e rae eus e wel'a evit kuzet an donezonou kaer en doa bet digant Doue, kement tra gouest d'ober d'ezan beza

meulet gand an dud, ha dreistholl, merkou gouliou hor Zalver bet laket dre c'hras Doue war e zaouarn, e dreid hag e gostez. Pa veze meulet e lavare a greiz kalon n'oa din nemet da veza disprizet ha dismeganset : ken trist e teue neuze ma n'helle miret da ouela ha da huanadi.

Piou ne oar na falvezas ket gantan beza beleget dre ma kave oa re vras pec'her.

An umilite a voe maen-diazez urz ar « breudeur vihan », e venec'h. Er prezegennou leun a furnez a rae dirag e « vreudeur » e kare dispiega dalc'hmat ar wirionez-man : arabat en em fousegant netra, zoken gand ar vertuziou, pe gant grasou Doue. Kementman a lavare dreistholl, hag en eur skandalat pa veze ret, d'ar re anezo a wele douget d'an ourgonih alabamour d'ar c'hargou fiziet enno, evel ar brezegourien, ar re abil, renerien ar c'houent-chou. Pa n'hellomp dispiega hiroc'h, anan, e lavarimp evit echui ez eo an umilite, hag li diwanet e kalon Sant Fransez diwar skouerion ha komzou hor Zalver, ar vertuz e laka ar c'hremm brasa etre e urz hag an urziou all. Gourec'henn a reas gervel e venec'h ar « breudeur bihan »; ha renerien e urz, ar « zervicherien », evit komz evel en Aviel, ha diskouez d'e ziskibien dre an anio a zougent ziken oant deuet en urz evit deski beza umb' a galon e skol hor Zalver Jezuz-Krist.

Sant Fransez hag e zoujans evid an Tad Santel ar Pab

Evel m'hon eus her gwelet, Sant Fransez ne grede ket beza paour e gwirionez, heb en em lakaat bihanik, izel dirag an hol. Evit-se, deuet oa, hen rener-bras an urz, da zenti ouz unan eus e venec'h, ouz an hol zoken. Hag e gwirionez, an hini n'en em zistag ket dioutan e-unan, ha diouz e volontez, n'hell ket lavaret eo paour, chom a ra gantan ar brasa mad en doa, n'hell ket ken nebeut beza umb' awale'h. Frankiz ar volontez, gwella donezou en deus bet an den digant Doue, Fransez he rôas a galon vat d'an tad santel ar Pab, en eur ober le da zenti outau atao. Ret e vefe, eta, beza diskiant evit kredi, ha beza eur gaouiad evit lavaret, evel ma ra meur a hini ,mall ganto touella, ne voe ket gwall nec'het Sant Fransez gant kredeñou ha lezeniou an Iliz, hag ez eo hen an hini a zigoras dre e skouer an hent d'an dud a zo bet gwelet goudé, hag a welomp c'hiaz hirio, o teurel pell diouto yeo skany ha dous ar Zalver hag an Iliz.

Ra zeuy hor Zant, dre e skouer, da zeski d'an hol, d'ar re a zo katioiked evel d'ar re n'int ket, pegen start oa al liamm her stage a spred hag a galon ouz an Eskibien, ar Pab, hag ouz lezenou e Jezuz-Krist. Anat eo dre ar pez a zo bet skrivet diwar e benn en e amzer, « e touge respet ha doujans evid an Iliz romen, hag enor ar veleien, ha karantez vras da gement den en doa eur targ an hent d'an dud a zo bet gwelet goudé, hag a welomp c'hiaz hirio, o teurel pell diouto yeo skany ha dous ar Zalver hag an Iliz ». Ne ehane ket da lavaret en e brezegennou « e ranked miret dinamm kredeñou an Iliz romen, hag enor ar veleien, a ro d'eomp ar « zakranant » meulet ra vez. Goulem a rae ma vefe diskouezet ar brasa doujans d'ar re o deus galloud da ren ar gristenien ha da zeski d'ezo lezenou Done. » (*Julian a Spîr. Buhez Sant Fransez*).

Ma prezge ar gwirioneziou-man d'ar bobl kristen, o lakaat a

rae gant muioc'h a nerz c'hoaz e spred hag e kalon e venec'h. Alies e lavare d'ezo, — hag hel lavaret en deus en e gomzou diweza, en e dremenyan zoken, — senti ouz an eskibien, ar veleien, en em glevet mat ganto, Sonjomp iveau en dra-man : raktal goude m'en devoe savet ha skrivet « reolennou » e urz, Fransez a yeas, gand e unnek diskibl kenla, da gaouet ar Pab Inosant III, evit e bedi da rei e asant d'ar reolennou nevez-se. Ar Pab, tenearet e galon o welet hag o kleet eun den ker paour ha ken umbl, sklerijennet gant Doue, a bokas gant karantez d'ar zant, en eur ziskleria evel Pab e kave mat ar Reolenn, hag e rôe d'ar venec'h a zente outi galloud da brezek dre hol ar biujenn. Diwezatoc'h ar Pab Honorius III a lavaras iveau, war goulem Sant Fransez, e plije d'ezan ar Reolenn.

Digant menec'h e urz Fransez a c'houenn « miret aviel Santel hor Zalver en eur chom sentus, paour, glan a gorf hag a spred », n'eo ket hervez ar pez a zonjint o-unan diwarbenn kement-se, met hervez sonj ha bolonte ar Pab a vez e Rom, gwir-vikel Jezuz-Krist.

Pa glasko unan bennak beza digemeret en Urz « e vo re ober gouleñou outan diwarbenn ar feiz hag ar zakramanchou, da welet ha kredi a ra an hol gwirioneziou; da welet iveau a c'hoant en deus d'o miret ha da zenti outo penn da benn. » Ar re a vo bet resevel, ra ziwallint mat, « hervez lezenou ar Pab, hon Aotrou », da guitaat an urz n'eus fors evit petra 'vefe. D'ar venec'h beleien eo gourc'hennet heulia en o oñsou « lidou Iliz Santel Rom ». Difennet eo d'an hol vreudeur prezek en eur eskopti heb autre an eskob, na mont en eur gouent leanezed heb asant ar Pab. Hevellep respet ha doujans evid an Iliz romen a welomp er geriou-man a skrive evit gouleñou ma ve laket eur c'hardinal da veilha war e urz : « Ret e vo d'ar re a gomando an urz gouleñ digant hon tad santel ar Pab dibab unan eus ar c'hardinala a zo en dro d'ezan, da c'houarn, da ren, da reiza hor Breuriez evit ma chomimp atao bugale sentus iliz Rom, staget start ouz he c'hredenn, ha ma fetimp dre-de da viret mat Aviel Santel hor Zalver Jezuz-Krist, hervez ar bromesa hon eus gaet. »

Misionou

Pedit kalonek evid ar misionou graet gant hon Tadou, ma tout fint frouez puilh evit gloar Doue ha silvidigez an eneou.

E **Sant Vig** (Eskopti Kemper) eus an 10 d'an 27 a viz Du, gand an Tadou Barnabe, Fuljans hag Ivon.

E **Lantig** (Eskopti Sant-Brieg eus an 10 d'an 27 a viz Du gand an Tadou Kasian hag Yann-Vadezon).

E **Plaine-Haute** (Eskopti Sant-Brieg eus an 10 d'an 27 a viz Du gand an Tadou Alberik ha Loeiz-Mari).

Kenyredeur an Trede-Urz, evit kement-se, livrit, mar plij, 3 Ave Maria hag ar bedennig : « Hon Tad Sant Fransez, pedit evito. »



LOURD, katekiz beo

DEKVET DEVÉZ

Lourd ha mister ar Redamsion.

En eur gana ar « Gredo », ar milherou a bec'herined bodet war blasenn ar Rozera, o deus stouet o fenn pe b'eget o glin, pa'z eo deut, war o muzellou, ar c'homzou a zigas da zonj ouz mister an Inkarnasion : « Konsevet eo bet dre vertuz ar spered-santel e kof ar Werc'hiez gloriis Vari hag en em c'haet ez eo den. » Kenderc'hel a reont goudeze gand istor Mab Doue en em c'haet den. « Bez' eo bet krusifet evidomp dindan Pons-Pilat, poan en deus bet ha marvel ez eo. » Setu mister ar Redamsion, sonjomp ennan hirio.

Ar ger galleg « redempshon » a zimifi : *dasprenadurez*, pe aspren, pe eil-pren, Jezus-Krist en deus prenet evid an eil gwelch an dud kocet dre ar pec'hed dindan galloud an diaoul. Evit prena *ez eo* ret paea : evit diskouez d'eomp e garantez, Mab Doue en deus hor paet priz e wad, priz e vuhez sakrifet evidomp war *ar groaz*.

Mister ar Redamsion a darz dirak hon daoulagad e Lourd, her gwelout a raimp hep-dale. Lavaremp da genta pe seurt perz he deus kemeret Mari er mister-ze. En eur respont d'an arc'hael Gabriel : « Fiat ! ra vez graet d'in hervez ho komz ! » Mari he doa pleget he bolonteze da volentez Doue : gouzout a rae e vije ret d'ez i lakaat he foan gant poaniou he Mab e-pad e Basion ; gouzout a rae, evel ma tlee klevout gand an den koz Simeon, e vije treuzet he ene gand eur c'helez a c'hlac'h : digemerout a reas an holl boaniou-ze evit silvid'gez an dud. An dud fidél a c'hell eta lavarout ez int salvet gant Mari evel gant Jezus.

Al lodenn kemeret gant Mari e dasprenadurez an dud a zo aes da welout e Lourd. Pa ziskennont diwar menez an Espelug goude beza graet hent ar Groaz, an dud fidél a gav dirazo skeudenn Itron Varia ar sez glac'har.

Em dra gaer eo beza savet hent ar Groaz en dro d'ar menez-se. Abaoe ma 'z eus outan, n'eus ket kals a bec'herined hag a guita Lourd hep beza graet o hent ar Groaz evit goumit an « induljanz plenier » staget outan. Bez 'ez eus tud marteze ha na deont d'ober hent ar Groaz nemed evit gwelout skeudennou kaer ar pevarzek « stasion », hag a zo teneraet o c'halon ha gounezet o spred da heul a daoulagad ; tostoc'h emaint da Zoue en eur ziskenn diwar an menez santel.

Ober hent ar Groaz e Lourd a zo talvoudus ; her c'hompreñ a

reot dioustu. Pa gaver dre ar ruiou kement a dud klavy en o c'hirri bihan pe war o c'hrivizi, p'o c'haver da-c'houde dirag ar pisineu o c'hortoz o zro da ziskem en dour burzodus, p'o gweler war b'asenn ar Rozera deut da veza evel eur mell ospital, n'heller ket mirout da gaout truez na da c'houleñ : « Perak an holl boaniou-ze war an dud ? A dra-zur meur a hini outo a zistroio marteze pare d'ar ger.... Met nag a hini outo a zistroio d'ar gér gand e glenvet !.... Perak an dimezi-ze, ken hir hag ar vuhez, etre ar boan hag an dud ? »

D'ar gouleñ-ze, n'eus respont vat ebet nemet houman : *Jesus en deus gouzanvet poan*. Hogen, Jezus a oa dinamm, n'en doa eta netra da rapart. Ouspenn ne dieje ket beza gallet diwasika poan ha ma 'z eo en em c'haet den, n'eo nemed evit ma lamjune warnomp en despet d'eomp, Jezus en deus he c'hlasket hag he gouzanvet en despet d'ezzi. Perak ? Hei lavaret hon eus, evit dasprena an dud, evit paea d'e Dad hon d'e, an dilekemeret dre hor pec'hejou e-kenver justiz Doue. Met, mar en deus Jezus gouzanvet kemend-all a boan abalamour d'hor pec'hejou, daoust ha just e veze na c'houzanvemp netra, ni ar bec'herien ? Hol lodenn a zo nebeut a dra e-skoaz an hini en deus Jezus kemeret warnan ha lavarout a c'hell da gement hini a ra hent ar groaz komzou ar skritur-zakr : « O c'houi holl hag a dremen dre an hent-man, sellit ha gwelit ha bez 'ez eus eur boan par d'am hini ! »

Perak ar boan ? Setu aze ar respont : Jezus en deus evet ar c'halir c'houero ; n'en deus lezet ganeomp nemed eur veradenn, met ar veradenn-ze, ret eo d'eomp he eva ; Jezus en deus douget eur groaz rust ha poummer, met falvezet ez eo gantan e teuje Simon ar Sirenean da zougen eur penn outi evit kemerout eun tamnik perz en e skuisder : pempet stasion hent ar Groaz a zigas da zonj d'eomp a gement-se. Ni a dle holl beza henvel ouz Simon ar Sirenean : « An neb a fell d'ezan dont war va lerc'h, eme Jezus, n'en deus nemet lezel a-gostez e volontez, kemerout e groaz ha dont d'am heul. » Ar Groaz a zo eta lodenn pep-hini ac'hanomp : klanvourien Lourd he doug dindan furm ar c'hlenvet ; ni he doug en eun doare all : met pep-hini ac'hanomp en deus e-hini, dougomp hi evel kristienien leun a galon hag a basianted : evelse e sikourimp Jezus da zougen e Groaz poummer, evel ar Sirenean...

M'ho peus c'hoant da c'houzout muioe'h c'hoaz diwar-benn ar Redamsion, grit ouspenn hent ar Groaz. Diskennit diwar ar menez, treuzit plasenn ar Rozera ha chomit eur pennadik dirag ar skeudenn vras kimmiget gand eskopti Autun e-lec'h m'eman Paray-le-Monial. Gwelout a reomp enni ar Galon-Zakr oc'h en em ziskouez da zantez Mac'hariet-Mari. Dirazi bezit sonj ouz komz hor Zalver : « Setu aman ar Galon-ze hag he deus kement karet an dud ! » Setu az komz diweza ar Redamsion : Jezus en deus va c'haret hag abalamour da-ze en deus rôet d'in, war ar memes tro, e vuhez.... hag e Vamm ! ...

SKOUER

Klara Moreau eus Nim.

Klara Moreau a zo ganet er bloavez 1898. Boazet eo bet ouz ar boan azaleg an oad an tenera. Koeza a ra diouz eur prenestre

d'he zri bloaz hag ar gouli graet en he zal a chom da zirenta tost d'eur bloaz. Eur wech pareet he zal, an drouk a goez en he brec'h dindan fum kals a c'horiou, hag he brec'h pareet d'he zro, ar c'hlenvend a ziskem en he dourn d'ar bloavez 1908.

Er bloavez 1911, ar bugel, oajet a zrizek vloaz, a zant eur boan griz en he glin dehou ha hep-dale ar c'hlin-ze a zo laket er plastr. E penn ar bloavez warlerc'h, 1912, ar plac'hig a daol gwad dre he genou hag he deus poan en he stomog; ar paz a zo gant; c'houezi a ra diouz an noz; koll a ra pep c'hoant da zebri ha nebeut ha nebeut he nerz. En eur ger, Klara a zo taget he eskern hag he skevent gand ar c'hlenvend hanvet e galleg « tuberculose ».

Reuzeudik e oa he stad pa 'z eas da Lourd, d'an 20 a viz eost 1912.

D'ar mare-ze, he glin dehou koenvet ha laket en eur gorzenna blastr eo a ra d'ez ar brasa poan. Kompreñ e reer aes peger skuius, ha poanis e voe ar veach evit ar bugel pevarzek vloaz. Skriva a rae awechou gand ar boan pa stoke eun dra bennak ouz he glin.

Kerkent ha ma 'z eo digouezet e Lourd, klara en em zant gwelloc'h. Soubet eo peder gwech e dour ar pisin ha bep taol ec'h aesa d'ez. D'al lun 25 a viz eost e rae dour bi; ar plac'hig a fell d'ez koulksoud mont eur wech c'hoaz d'ar pisin. Tapout a reas yen en eur vont. C'hoant a oa d'he digas en-dro d'an ospital, met soubet e voe araoak en dour burzodus. Kerkent ar glanvourez vihan en em gavas pare hag a lavaras : « Oh ! na tomm ez eo d'in ! »

An devez a oa deut da guitaat Lourd. Deut an eur da vont ermaez eus an ospital, Klara a zant eun dra bennak o tougen anez da vale. Ne fell ket d'ez beza douget war eur c'hravaz ha setuhi, korzenn hag all, d'ober an dro d'ar zal en eur chom eur pennad dirak pep-hini eus he c'hamaradezed.

Kaset ez eo neuze d'an Bureau. Ar vedisined a zo eno a denn dianti ar gorzenn hag a wel n'eus gouli ebet nqi en he glin. Kamou ez eoe da gaante da vale met an dra-ze ne bad ket pell.

Epad ar veach en eur zistroi d'ar ger, Klara n'ehane da lavarout gant joa : « Pareoun ! » Diskenn a reas meur a wech eus an « train », er « gariou », evit mont da welout ar bec'hined all.

En eur zigouezout e Nim, ar plac'hig a lamur etre diwrec'h he mamm hag ar vamm a red daelou a joa diouz he daoulagad o welout pare he mene'h kondaonet gand ar vedisined. Ar re-man a goezas ar zabatui warno o welout eun hevelep paredigez.

Abace an amzer-ze, klara Moreau a zo chomet yac'h. Eur miz gonde ma vee deut d'ar ger, e lamme gand eur gordenn evel he g'hamaradezed. En devez hirio e labour iveau evel ar re all, hep diazañant ebet.

He fareans eta a zo bet graet en eun taol hag evit mat divaez lezennoù an natur.

————— *

Buhez burzuduz eun douger-sammou MAZE TALBOT

Meur a himi eus hol lennerien o deus goulennet mar vele dasnmet en eul levrig brao ar pennadou skrivet e Kenteliou Sant Fransez diwar-benn buhez burzodus MAZE TALBOT.

MAZE TALBOT ! Eul lampon hag a zeu da vezan eun dougersammou, eur mezvier eus ar gwasa hag a zistro da vat ouz Doue, d'e bemp bloaz war-nugent.

MAZE TALBOT ! Eur paourkæz micherour, eun den a c'houndigez distre hag a zeu da ren eur vuhez eus ar zaute-la.

Gwella skol d'ar vicherourien ha d'al labourerien-douar ! Kaera skouer d'an dud yaouank ! En Iwerzon (Irlande) e vro, an holl dud a fell dezo anaout e vuhez ; en eur ober 6 miz, 120.000 levrig a zo bet gwerzet.

E Bro-C'hall ar vuhez-se 'zo ive anavezet ha lennet gant milieuro ha milieuro a dud.

Ni a fell d'eomp hep marc'hata moula en hon yez eur vuhez ken estiammus ha rei da anaout d'ar Vretoned ar c'hemtelioù talvoudus a gaver enni.

RA VEZO EMBANNET HA BRUDET E PEP PARREZ BUHEZ MAZE TALBOT !

RA VEZO LENNET E PEP FAMILH HAG E PEP TI !

EUN DRA VAT E VEPE REI AL LEVRIG-SE DA VUGALE AR SKOLIOU, DA VUGALE AR CHATEKIZ, D'AR BARRIZIONIZ GOUDE EUR RETRET PE EUR MISION BENNAG.

da rei pep levrig evit dek gwenneg hepken, ar mizon-kas ouspenn		
1 levrig	dre ar Post	0 fr. 70
10 —	—	5 fr. 75
25 —	—	14 fr.
50 —	—	28 fr.
100 —	coll postal, 3, kg	54 fr.
150 —	— 5	80 fr.
300 —	— 10	158 fr.

Skriva d'an Tad THEODOR ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT.
Chèques Postaux de Nantes, — C.c. 46.28.

*
EUR C'HANTIK KAER NEVEZ !

An Eured Kristen

Meur a wech hon eus klevet klemmou, abalamour ne veze kavet kantik ebet da gana, war Zakramant ar Briedelez, da genver an eurejou. Setu perak hon eus graet moula ar c'hantik kaer a zo bet gwelet dija war Kenteliou Sant Fransez, miz Eost.

Ne vezo ket dies lakaat tud an eured da gemit ar c'hantik-se. Gouennit eta kantik *An Eured kristen* :

P. Théodore Roussel, 28, Avenue de la Marne, Lorient.
Priz : 22 real ar c'hant, dre ar Post.




HON TAD SANT FRANSEZ
pedit evidomb !

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moulezur AR BAYON-RÖGER, 13, Tachenn Alsace-Lorraine, en Orient.

Bloaz kenta — Miz Kerdu 1927 — Nirverenn 12



Ra vesò meudet Jezuz Krist I

Bepret.



Kenteliou Sant Fransez

Kelaouenn viziek gant Skeudennou



TAOLENN AR MIZ

Gouelioù ar miz	213
Nedelec !	214
Sant Barthélémy, person	216
Sonjiti erva	
Devotion S. Fransez d'ar Wer'hez Vari konsevet hep pec'hed	217
Brezel d'ar vesventi milliget	218
Buhez S. Fransez a Asiz	220
Bleunioù Sant Fransez — XI Pennad	223
Misionou	226
Lourd ha devotion ar Groaz	227
Sant Nikolaz, an tri bugel hag ar c'higer	230
D'hol lennerien	231
Ali	232

*
Rédaction et Administration
P. Théodore ROUSSEL
F.M. Capucin
28, Avenue de la Marne, LORIENT
C/c : 46.28 NANTES

Priz : daou skoued ar bloaz.

PLAISIR

MIZ KERDU

- 1 Yaou AN DEN-EURUS ANTON BONFADINI kovez eus ar Genta Urz.
 2 Gwener ... Santez Bibiana, gwerc'hez ha merzerez.
 3 Sadorn ... Eiluet Sul an Arzvent.

- 4 Sul
 5 Lun Ofis an deiz.
 6 Meurz S. Nikolas, Eskob ha Kovez.
 7 Merc'her . S. Ambroaz, Eskob ha Doktor.
(Yun ha Viji' evid Breudeur hag Choarezed an Drede-Urz.)
 8 Yaou GOUEL KONSEPTION DINAMM AR WERCHEZ VARI —
 A.J. — I.P.
 9 Gwener .. AR PLACH-EURUS DELFINA, gwerc'hez eus an Drede-Urz.
 10 Sadorn ... Ofis ar Wer'hez Vari konsevet hep pec'het.
 11 Sul Trede Sul an Arzvent.
 AN DEN-EURUS HUGOLIN, ermit eus an Drede-Urz.

- 12 Lun ENVOR EUS AN DEIZ MA VOE KAVET RELEGOU S. FRANSEZ. — I.P.
 AN DEN-EURUS KONRAD A OFFIDA, kovez eus ar Genta Urz.
 AN DEN-EURUS BARTHOL, kovez eus ar Genta urz.
 SANT KORANTIN, kenta Eskob Kemper.
 13 Meurz Santez Lusia, gwerc'hez ha merzerez.
 14 Merc'her . S. YAN DIARCHEN, kovez eus ar Genta Urz. — PEVARE AMZER
 (DAOUZEK DEIZIOU).
 15 Yaou Eizvet gouel Konseption ar Wer'hez Vari. — I.P.
 16 Gwener .. S. Euzeb, Eskob ha merzer. PEVARE AMZER (DAOUZEK DEIZIOU).
 17 Sadorn ... Ofis an deiz. PEVARE AMZER (DAOUZEK DEIZIOU).

- 18 Sul Pevare Sul an Arzvent.
 19 Lun Ofis an deiz.
 20 Meurz Ofis an deiz.
 21 Merc'her . S. Thomas, Abostol.
 22 Yaou Ofis an deiz.
 23 Gwener ... AN DEN-EURUS NIKOLAS FAKTOR, kovez eus ar Genta Urz.
 24 Sadorn ... Viji' gouel Nedelec. — Yun ha Viji'.
- 25 Sul GOUEL NEDELEG. — A.J. — I.P.
 26 Lun S. Stefan, kenta merzer.
 AN DEN-EURUS BENTIVOLIO, kovez eus ar Genta Urz.
 27 Meurz S. Yann, Abostol hag Avieler.
 28 Merc'her . Gouel an Innosanted Santel.
 AR PLACH-EURUS MATHIA, gwerc'hez eus an Eil Urz.
 29 Yaou S. Thomas, Eskob ha merzer.
 AN DEN-EURUS JERARD, kovez eus ar Genta Urz.
 30 Gwener .. AR PLACH-EURUS MARC'HARIT KOLONNA, gwerc'hez eus an Eil Urz
 31 Sadorn ... S. Silvestr, Pab ha Kovez.

NEDELEG !

War don : *In cordis jubilo.*

DISKAN

O nag ez omp eurus
 Da gana, d'ar Mabig-Jezus,
 Eur c'hantik dudius !

- 1 Elez a gan a vilierou, Alleluia !
 Ken a dregern ar stankennou. Alleluia, alleluia ! (4)
- 2 Pastored paour a red buan, Bleo melen flour 'zo war e benn,
 Beteg eur c'hraou izel ha moan. Ha rodellet meur a guchenn.
- 3 Tri roue bras, eus a bell-bro, E zaoulagad glas ha tener
 A zo en hent, ha tiz warno. A zell ouzomp, leun a zouster.
- 4 Petra eta 'zo a nevez ? E ziou jod 'zo fresk ha lirzin,
 Pe seurt kelou a levenez ? 'Vel diou rozen, diouz ar mintin.
- 5 Selaouit mat ha c'houi 'glevo, Mousc'hoarz laouen e vnzellou
 Ha plijadur c'houi a gavo. A ra tridal hor c'halonou.
- 6 Mab Doue 'zo en em c'hrët den, Diskennet eo war an douar,
 E kreiz an noz tenval ha yen. 'Vit rei tomder d'ar bed kluar.
- 7 Gand eur Werc'hez ez eo ganet, Diskennet eo 'vid an dud vat,
 E barz eur c'hraou, etre loened. Gant grasou puith d'o zantelat.
- 8 Mabig-Jezus eo e hano; Diskennet eo 'vid an dud fall,
 Hano ken kaer biken na vo. D'o renta fur ha didamall.
- 9 War eun duilh plouz eo gourvezet, Diskennet eo, evel Salver,
 Gand an avel eo luskellet. Evit paea dle ar pec'her.
- 10 O, nag ez eo mignon ha koant ! Setu perak an holl a dle
 O, nag ez eo seder ha drant ! Kana bennoz da Vab Doue.

19

Mabig-Jezus, ni ho karo
 Ha da viken ni ho meulo.

BASTIEN.

(1) An holl boziou a dle kaout an tri *Alleluia*, er memes doare hag ar pez kenta.



Trizekvet devez a viz kerdu
Sant Barthole,
person, eus an Drivet-Urz (1228 + 1300)

Azeulomp Jezus, ar Pastor Mat ha skouer ar bastored. Jezus a fell d'ean kaout pastored didammall a genn, ken n'o dije mez o enebourien o kasaat tud ken santel.

Goullomp digant Doue rei d'ar bed holl beleien santel, evit hentchaud tud ar parrouziou war-du ar Baradoz. Goullomp ma vo ar veleien tud santel, o kerzet eus o gwellan war roudou ar beleg santel Barthole. Pedom Saint Barthole da rei skoazell ha frealzidigez d'an dud klavy. Rak ar sant-man a zo war eun dro skouer ar veleien c'hredus ha skouer ar glanvourien habask.

I

Sant Barthole, skouer beleien ar parrouziou

C'hoant bras ha mennoz start Barthole a oa kerzet pellan ma c'halife e hent ar zantelez. Ha ne chomas ket e kreiz ar bed niet mont da c'hoall bean degemeret da-louzoui ar re glany e Pise en Leandi Sant-Vite. Eno e teskas e vicher a zant. Ar venec'h, o welout pegen bras e oa e zantelez, hen alias da gerner gwiskamant o urz. Met Jezus en em ziskouezas d'ean gand eur c'horf leum a c'houliou hag o laret : « Nann, n'eo ket dindan gwiskamant al leaned e fell d'in da welout o c'homid da gurunenn; epad ugent vla e vi gwisket gant gouliou ha gwasket gant poaniou bras. »

Aliet gant renier e ine, Barthole a wiskas zae Trivet Urz Sant Fransez; ober a reas le a werec'hded ha kastigan e gorf gant pinijennou kalet. Ar binijenn ! Setu eun dra a gaver e buhe kement sant a zo. D'imp da heuill o skouer ma fell d'imp bean lodek gante e levenez an nenv. An diaoul na bliy ket d'ean gwelout an dud o pinijenn. Pinijennou Barthole a lakae droog ennan. Ha setu e voe eur brezel garo etre an diaoul hag ar zant. Nemet ar zant a drec'has gand e bedennou nerzus.

Broad santelez Barthole en em zilas beteg eskopti Volterra, hag an eskob a bedas Barthole da zont davetan. Ar c'halvedigez na oa nemet hekleo c'hoant e ine. Graet beleg, Barthole a voe anvet da berson d'an oad a dregont vla. Na gredus e voe hen da viret ha

da ren ar gristenien fiziet ennan ! E skouer a röe pouez d'e gomzou. « A zo red, eme Sant Bonaventur; komzou ha na gordont ket gand an oberou a zo avel ha netra ken. »

Pa ve fall oberou ar prezeger, nebeud a dud a oa dibab ar vad a ve er c'homzou. An oberou a weler hag a varner da gentan; ar c'homzou gonde. Hag en gwirione, oberou Barthole a voe talvoudus. Kalz a bec'herien a zistroas ouz Doue en abeg da zantelez ar person. Ar beorien a gav en e di an degemer ar gwellan. Rei a rë d'ê ar pez m'en devoa ezom evit bevan; hag e veve evel eur paour. E oberou a gomze evitan. E blijadur o oa rei degemer d'an dud dilezet, ha dreist-holl d'ar Breudeur bihan (Frères Mineurs) evel ma rë iye hon Sant Erwan binniget.

Sed a c'hoarvezas eun de. Saint Barthole en dou dastumet eur paour ha wardro hanter-noz e klevas ar c'homzou-man : « Barthole, en noz-man ho peus degemeret Jezus-Krist e-unan. Ar zant a yeas da welet da gamb ar paour. Ar paour na oa mui eno. »

O Jezus, roit d'imp kalz a bersoned santel hag, o vean piguet uhel e skeul ar zantelez, a jacho ar re all d'o heul dre o skouer ha dre o c'homzou.

II

Sant Barthole skouer an dud klanv.

Daou vla ha hanter kant en doa Barthole pa deuas da vean lör (kakous). Hag e tlee bevan ugent vla er stad-ze. Neuze e sonjas er c'homzou laret d'ean gant Jezus hag e komprenas gant pesort gwiskamant e tlee dellezi ar gurunenn. Ar verzerant spon-tus-ze a oa eur c'hras evitan. Bet digand e Eskob an ôtre da zilezel e barrouz, Barthole a yeas d'eur c'hliandi tud lör, eur c'hart leo bennak eus San-Geminiano. Anvet da renier en ti-ze en devoe ar frealzidigez da c'hallout d'ær'heu d'oferenna.

Spered Sant Barthole a oa stummet diwar spered Sant Fransez. Evel Sant Fransez, Barthole a blije d'ean ober wardro ar re glany; gwalc'hio o gouliou flérius, torchan ar breinadur ha rei d'ar glanvourien géz eur pok karantezus. Ha ni ? ni ken kizidik ha ken prim da gaout rukun !

Met bean lör ben e-unan ! E gorf gouliet penn da benn. E gig o skallfan hag o tidamman.... Ha koulskoude, daoust d'e boaniou spouronus, ne baouze tamm da drugarekaat ar Mestr. Frealzet e veze gand ar sonj en doa Jezus kemeret alies neuz eun den lör d'en em ziskouez d'ar zent.

Sant Fransez a lar en e destamant : « Adal ma oan en em laket d'ober wardro an dud lör, ar pez a gaven gwall rukunus a deuas eun dudi d'am c'horf ha d'am me. Pa veze gouliet digant Sant Fransez bean degemeret en e urz, e lare skiaer e vefe red louzoui a dud lör, hag e kase endro hep damant ar re na vezent ket evit hen ober. Met pokat a rë gant levenez d'ar re a oa pare d'ober al labour-ze. Laret a rë : « O ma breur, karomp ha louzoump an dud lör : hon breudeur int er C'christ. » Dont a reed eus a bell da welout skouer vad habasded Barthole, hag adal ar vuhe-man, en devoe ar zant eun tamu digoll eus e boaniou, rak

e c'houliou, elerc'h bean flérius, a dueu dioute eur c'houez du-diis. Kristenien e vro o deus e lezhanvet : « Den Santel Job an Toskan. »

N'eo ket laret e tegasfe Doue d'in eur c'hlenned ken spontus hag al lorgnez, klenved kevrimus ha dibareus; met goût ouzon em mo bep seurt poaniou da c'houzany. Doue da rei d'in skoazell ha zikour da zougen ar groaz gant habaskded ha levenez ! Goul-lomp ive digant Doue hon diwall diouz ar pec'hed, lorgnez an ine.

Peden evid an dud lôr. — O Doue holl-c'halloudek, c'honi hag ho peus breset lorc'hentez an diaoul gant habaskded divent ho Mab Jezus, roit d'ho servijour ar zikour en deus ezom evit bevan e kreiz e boaniou spontus gant nerzkalon hag habaskded.

Mennoz. — Goullen a rin digant Doue kreski ma fe; d'in da c'hallout kompreñ e never evurus e kreiz ar poaniou pa ne goller na sonj na spi an nenv.

Boked. — O Jezus, ma Dasprener, gand eun tamm douar ho peus ma c'hrouet ha gwisket d'in eur c'horf; grët mac'h advevin da viken hag evurus gand an de diwezan.

E.R.

Sonjitz ervat

Eilvet malloz Hor Zalver

I. — Sonjitz ervat e komzou Hor Zalver : « Malloz warnoc'h hag a zo breman diwar re, rak diwezatoc'h ho pezo naon. »

Hor Zalver a zesk d'eomp n'eo ket mat kaout kement a c'hoanta. Gwir eo : an hini en deus pep tra, a c'hell aes heulia e holl youlon fall. Ne zesk ket o c'habestra. Na glaskit ket re a esa-manchou. Evel ma laver ar zent brasa : diaez eo kaout an holl esa-manchou hep riska abred pe ziwezat er pec'hed.

II. — Sonjitz : an den en deus kement a c'hoanta, a zo truezus e stad, rak trôet eo holl gant traou ar bed, ha ne gav mui blaz vat ebet gant traou an nenv. An hini a goll blaz traou an nenv a zeu buan da laoskaat war labour e zilvidigez. Na lezit ket traou ar bed da leunia ho kalon ; klaskit kentoc'h ho plijadur gant traou Doue. An den a oar pegen eürus eo an hini a zo da Zoue, ne ra ket kaiz a van gant madou an douar.

III. — Sonjitz : truezus eo stad an neb en deus kement a c'hoanta, a laver d'eomp Hor Zalver, abalamour en devezo naon. Ya, rak bez 'ez eus grasou ha na vezont ket röet gant Doue d'an dud pinvidik.

Evit kaout e c'hrasou digant Doue, kinnigit d'ezan a galon-vat kement tra hoc'h eus. Pa zigonezo ganeoc'h gouunit are'hant bras, diwallit mat na zeufe an arc'hant-ze d'ober gaou ouz hoc'h ene.



Devotion Sant Fransez d'ar Verc'bez Vari konsevet hep pec'hed

Sant Fransez, evel ma oar an holl, en doa eun devosition vrás da Basion Hor Zalver Jezuz-Krist. An hini en doa da Vari a oa ker bras all, ha martez brasoc'h c'hoaz. E chapel vihan ar Porsionkul, dediet da Itron Varia an Aelez, eo e resevas brasa grasou an Aotrou Doue. Enn dreist-holl e voe galvet da zilezel holl madou an douar evit beza paouer evel Jezuz; eno en em ziskouezas d'ezan Mari hag he Mab evit rei d'ezan e c'houenn diwar-benn an induljans brudet hanvet induljans ar Porsionkul. Ar chapel vihan-ze hag a voe ganet enni ar genta urz, a voe ive kavell an eil urz, pegwir enni eo e wiskas Santez Klara he dilhad a leanez, hag an dreed urz, rak eno, dirak skeudenn ar Werc'bez, e teuas e spred ar Zant ar sonj da zavel eun urz evit an dud a vey e kreiz ar bed.

M'en doa Fransez eun doujans vrás evit kement a zelle ouz Mari, eun devosition teneroc'h en doa elevato d'ar c'hras dispar he deus bet da veza bet krouet dinamm. Bep sizun, da zadorn, e felle d'ezan e vije enoret ar mister kaer-ze. E ziskibien, war e lerc'h, a gendalc'h has da skign ar devosition, d'eur mare n'oa ket c'hoaz embannet gand an Iliz, hag hen ober a rejont gant kement a ouziegez hag a nerz-kalon, ma 'z eo bet anavezet, epad meur a gantved ,dindan an ano a zevosion Sant Fransez.

Unan eus brudeta teolojianed an Urz, Duns Scot, a oa karget, eun dervez, da zifenn dirak Skol Veur Paris a-bez ar gredenn e oa bet Mari konsevet hep pec'hed. Hogen, diouz ma laver Wadding, pa oa o vont d'ar prezegennou, e tremen dirag ar Chapel Zantel ; hag hen mont da bedi dirag eur skeudenn eus ar Werc'bez evit gouleñnik sikour diganti, ha Mari stoué he fenn, evel evit laverout d'ezan : « N'az pez aon ebet, me a zo ganez. » Ar skeudenn-ze a veze gwelet c'hoaz, er c'hatyed diweza, stoué he fenn ganti, e toull dor ar Chapel zantel. Gant kement a nerz hag a sklerijenn e tisplegas Duns Scot kredenn ar Werc'bez dinamm krouet ma reas ar Skol Veur urz d'he holl zoktored d'ober le d'he di-fenn hiviziken.

En diwez ,falvezout a reas gand an Aotrou Doue e veze bet karget eur bugel da Zant Fransez, ar Pab Pi IX, eus ar Drede-Urz, da embanna dirag ar bed holl e oa ret kredi ar mister-ze dindan boan da veza eretik. En dervez-se, 8 a viz Kerzu 1854, ez eas renierien Urz Sant Fransez da drugarekaat an Tad Santel ha da ginniga d'ezan eul lilienn aur hag eul lilienn arc'hant, e-giz testeni e kendalc'h an Urz da veza feal da Vari dinamm krouet. Setu aze ar pez a welez war an daoleun a zo er bajenn diweza eus golo ar gelaouenn : an tadou renierien a zo daoulinet dirag an Tad santel ar Pab, eul lilienn gant pep-hini en e zorn.



Brezel d'ar vesventi milliget

Tud Vreiz a zo tud vat, chentil, pa vezont diwar an dour. Met gand an alkool e kollont o fenn, hag e reont avechou torfegou bras. « Anez an alkool, a lavare eur barner diwarbenn ar Finister, e vije awale'h eur vech ar bloaz evit barn an torfejou; e lec'h breman, e vez galvet al lez-varn peder gwech ar bloaz, ha bep tro e vez kaiz torfejou da varn. A dost pe a bell, an torfejou-ze n'eus ken abeg d'ezo nemet an odivi, da vihana an darn vrasa anezo. »

Ya, e gwirionez, abaoe m'eo deuet er beg douar-man sklerijen an Aviel, nag a dud a zo aet ac'hallen d'ar Baradoz ! Ar Vretoned a zo tud a relijion, kristienem eus an dibab, a ra enor d'an Iliz, plijadur d'an Tad Santel ar Pab.

Dre ma 'z int tud a relijion, int ive tud karantezus, mat evid o nesa, ato prest d'ober vad an eil d'egile. N'int ket holl pinvidik, met kalon o deus, ha laouen int o ranna gand ar re all, digeri a reont frank o dourn d'ober aluzen.

Bez' ez int ive tud kalet ouz ar boan, mat da labourat. Sellit outo en o farkeier en hanv hag er goany, eus ar mintin beteg an noz, dindan peb amzer. Morse ne vezint klevet oc'h en em glenn, ato int laouen o kregi el labour.

O ziez a zo leun a vugale; n'o deus ket aon e vije re a dud; endro d'an daol; o fizians e lakont e Doue rak gouzout a reont ne c'hell ket Doue dilezel e vugale.

Hag abalamour da dud Breiz ar Frans he deus bet soudarded ha martoloded awale'h evid en em zifenn ouz he enebourien a glaske he dismanti.

« Met siouaz ! Kement a zo a vat e Breiz a vo kollet gant klenved spiegus ar vesventi, ma ne daolomp ket evez. Pell zo eo anavezet ar c'hlenned-ze, met kenderc'hel a ra ato d'en em astenn, var gresk ez a beinvez. Lelec'h ma 'z oa gwechall eun ostaleri pe ziou, ez eus breman dek, pemzek. Gret eo bet ar gont, hag ez eus bet kavet eun ostaleri evit 80 den, o konta ar wazed, ar merc'hed, ar vugale. O tenma er mez a gont ar merc'hed hag ar vugale, e chom eun ostaleri evit 25, 30 gwaz. Hag en ostaleriou-ze petra a vez evet ? Alkool, odivi, traou a goust ker ha n'int mat nemet d'ober droug.

An ostaleriou a zo ezomm anezo. Pa vezet o veachi, e kaver brao beza digemeret en eun ti da gaout peadra da zebri, da eva, met tiez da rei da eva da dud n'o deus ezom ebet da eva, nann, e gwirionez, an tiez-ze ne dlefe ket beza anezo.

Evet e vez en ostaleriou, evet e vez en tiez, ha pep tra e ro diarez da eva. Ne c'heller ket ober an distera tamm labour heb eva.

Gwechall e vez labouret ive, kement ha muioc'h eget hirio, met heb odivi. Pa veze dournet gant freilhou en amzer goz, e tirede an dour dioc'h pennou an dud, met n'o doa ket ezomm da eva evel hirio evit peurober o labour. M'o dije evet evel hirio, n'o dije ket gellet padout.

Ma 'z eo bet ar Vretoned bete-vreman tud kreny ha kalet ouz ar boan, eo o vez a m'oant fur. Eun tamm mat int falloc'h abaoe m'eo deuet ar c'hiz divalo da eva alkool.

Lod a lavar : « Ma ra an alkool kement a zroung, perak n'eo ket difennet gand ar c'houarnamant ? » Gwir awalc'h a laveront. Ar c'houarnamant a diefe difenn rei ampoezon d'an dud. Er penn kenta eus ar brezel e voe difennet gwerza absinth, ha mat a voe gret. Mat e vefe ive difenn gwerza alkool ! Met al lezenn-ze, siouaz ! Ne vez ket douget. Eur c'halz eus despignou ar vro a zo paet gand ar gwirion var an alkool, hag ar c'houarnamant a zo laouen o reseu ar c'houarnamant evese. N'eus ket da c'hdal, araoak pell amzer, e rafe ar c'houarnamant lezennou da zifenn eva alkool.

Rak-se n'hon eus ken d'ober nemet labourat, poania kement ha ma c'hellimp evit dont a benn eus ar c'hlenned a zo kouezet var hor bro.

Ret eo, da genta, anaout peger bras eo an droug, hag evit-se sellot endro d'emp, studia ive, klevet petra lavar ar vedesined hag an dud desket.

Ha pa vezet aet doun en hor spered eo an alkool eun ampoezon a ra d'an dud eun droug spontus, neuze epad hor buhez penn da benn e labourimp heb-hana d'ober brezel d'ezan.

P'egwir ez eus kalz tud 'zog a zo sempl, harpomp anezo, sikouromp anezo da veza fur, d'en em zavetei. Doue a e'houri hemenn da bap hini ac'hlanomp beilha var e nesa, ober vad d'ezan. Ma c'hellomp, da fin hor buhez, lavaret hon eus saveteet, dalc'h var an hent mat, unan hepken eus hor breudeur, e c'hellimp beza laouen. Eur banne dour roet d'ar paour a vezet gant Doue. Peger bras ne vezet ket paet an hini en dezo, dre e genteliou hag e skouerion, miret ouz eun ene d'en em goll !

Ya, an holl a dle staga d'al labour, hag er penn kenta kenvreudeur an Drede Urz. Varlerc'h o mestri Sant Fransez, e kleoni karet kement a zo mat ha santel, karet ober pinijenn.

Var ar vetalenn a c'hell dougen ar re a zo er Groaz-Wenn ez eus tri c'her : enor, yec'ched, eñrusted.

Enor : Ar re a dro kein d'an odivi, ar re n'en em vesvent morse, ar re-ze a zalc'h d'o brud vat, d'o enor. Pegen eurus e vez an tadou hag ar mammou o klevet lavaret : « C'houi ho peus bugale fur, n'evez eont morse d'an ostaleriou, ne evont morse banne odivi ebet ! »

Yec'ched : O tilezel an alkool, e vez miret ar yec'ched, rak, evel m'eo bet lavaret, eur c'halz eus ar c'hlenned hirio n'o deus ken abeg nemet an alkool.

Eñrusted : Eurus int ar re n'en em roont ket d'an eva, hag eurus ar re a zo o veva ganto. O zi a vo ennan ar peoc'h, an urz vat, a vo evel eur baradoz var an douar.

Ya, an hini a zilezo an alkool, hennez en dezo peadra da gaout bara da zebri d'ezan ha d'e vugale, dilhad d'en em wiska, koad d'ober tan; hennez a vezet nerz en e izili, furnez en e benn. Hennez a raio enor d'e hano a Vreizad ha dreist pep tra, d'e hano a gristen.

Buhez Sant Fransez a Asiz

PEVARÉ PENNAD

KENTEL 1. — **Fransez o prezek ar peoc'h.** — **Selaouet e vez.**
— **E fizians er Werc'hez.**

Ar gentel eus an Aviel a verke d'an den yaouank e reolenn a vuhez, a lavare : « It ha prezegit. » Mab Per Bernardone en em daolas eta da brezek.

Betez neuze o doa douget e brezegennou nebeut a fruez, rak ne veze ket selaouet nemeur. Breman avat e oa an traou dishenvel. Abaoe m'en doe rôet e zilez d'e dad, evit beza da Zoue hebken, ar gristenien vat eus kér Asiz o doa eun nebeud doujans evitan.

Souzezeus e oa e vuhez, gwir eo, met renet e oa gant spred Doue, N'oak et eun den helavar nag eur mestr da renka komzou flour goest d'ober plijadur da ziskouarn an dud, met dispiega a rae fraez lezem Doue ha dont a rae e gomzou eus e galon.

Ne veze ke c'hoarzet mui d'ezan evel er penn kenta, rak peg-wir e oa en em rôet da Zoue, an Holl-C'halloudek a oa gantai. Alia a rae an dud d'ober pinjenn, ha prezek a rae dreist-holl war ar peoc'h : « Ra vez o peoc'h an Aotrou Doue ganeoc'h. » Setu aze, peurliesa, ar chomzou kenta koulz hag ar chomzou diweza eus e brezegennou.

Evit gwir, an den a drec'h e youlou fall, en devezo ar peoc'h en e galon; an neb avat a ya war hent ar pec'hed, n'hell ket e gaout. Hag ar pez a zo gwir evit pep den, a zo ker gwir all evid ar broiou. Grit da lezenn Doue beza miret gand ar ploblou, hag ar peoc'h a remo etrezo; Choment hep senti ouz Doue, hag en em vresint, hag e raint a bep seurt fallagriez.

Evit diskuiza eus e brezegennou, ha gouleenn digant Doue tene-raat kalon e genvroiz, Fransez a oa mat da bedi en Iliz Itron Varia an Aelez, rak devout bras e oa d'ar Werc'hez. Fizians en doa da vez a sikouret ganti d'ober labour an Aotrou Doue evel ma oa dleet.

KENTEL 2. — **An diskibl kenta n'eo ket anavezet.** — **Bernez a C'hentavall a zelaou Fransez o pedi hed an noz**
hag a c'houleñn mont d'e heul.

Hiniennou eus kenvroiz Fransez, ouz e glevout o prezek, a zavas c'hoant ganto mont d'e heul. Kenta himi a yeas a oa eun den ceun ha devot, met ne chomas ket pell gantan; ha dre-ze n'eo ket douget war roll bugale Sant Fransez.

Ar c'henet e voe eta Bernez, a C'hentavall, den pinvidik bras ha devot eus kér Asiz. Gwelet en doa Mab Per Bernardone o ren, paotred yaouank kér, e welet en doa da c'houd e chanj buhez, ha selaou a reas e brezegennou. Kosoe'hik e oa egetan. Pasianted an den yaouank e kreiz an dismegans hag an trubuilhou a skôas eun taol poummer war e galon; gouleenn a rae gantan e-unan :

« Daoust ha bez' en deus Fransez eur garantez wirion evit Doue, pe c'hoant en deus ober traou dishenvel diouz ar re all, evit beza brudet ? Ret eo d'in gwelout. »

Pedi a reas an den yaouank d'ober eur c'housk bennak en e di. Eun nosvez ma oant o daou en o gweleou hag er memes kambr, Bernez a reas an neuz da gousket c'houek.

A-benn eur pennad e tiskennas Fransez eus e wele, e taoulinas e kreiz ar gambr, hag e savas e zaouarn war-du an nemv en eur lavarout : « Deus meus, Deus meus ! va Doue, va Doue ! » Hed an noz e chomas da lavarout ar c'homzou-ze, met o lavarout a rae gand eur galon ken entanet ma vœ gounetz Bernez : « Eun den a Zoue eo » emezan.

Chomas a reas elevat eun nebend dervezou da zonjal, rak eun dra vras eo chanj buhez a-grenn. Hogen pa glevas fraez awalc'h mouez an Aotrou Doue ouz e c'hervel, e reas d'ar Zant dont en e di : « M'en defe eun den, emezan, resevet madou bras digand e vestr, ha ma tigouesfe d'ezan n'en defe mui ezomm anezo, petra en defe d'ober ? — Renta ar madou-ze d'ar mestr, a respontas Fransez. — Me eo ar zervicher-ze, eme Vernez, hag ar mestr eo an Aotrou Doue. Rôet en deus d'in madou bras, kalz an tu all d'am meritou dister, hag em eus c'hoant o renta d'ezan hizio evit mont d'ho heul. »

Ar Zant a drugarekeas Doue e gouleled e galon, rak eun den a benn hag a feiz krenv e oa ar mignon a zeue dayetan; respont a reas d'ezan : « Eun dra vras a c'houleñnez aze. Warc'haoaz, goude an oferenn, e c'houleñimp sklerijenn digand ar Spered Santel; hen a verko d'emp an hent a dleomp heulia. »

KENTEL 3. — **A Zant a gav sklerijenn en Aviel (16 Ebrel 1209).**
An tri c'huzul. — **Bernez ha Per a Gatan a werz o madou.** — **Lochennig ar Porsionkul.**

Pa oa Fransez ha Bernez o vont da iliz Sant Nikolas d'an oferenn, e kavjont war o hent eur chaloni gouiziek bras war al lezen-nou, Per a Gatan e ano, hag a c'houleñnas diganto mont d'o heul. Eun digemer laouen a vœ graet d'ezan.

Epad an oferenn e c'houleñnas an tri den devot sklerijenn digand an Holl — C'hallondek, hag eur pennad da c'houde Fransez a zaoulinas dirag an Aoter, hag a zigoras leor an Aviel evit gwelout ar gentel rofe d'ezan an Aotrou Doue. Lenn a reas : « M'a'h eus c'hoant beza direbech, kea, gwerz ar pez ac'h eus, ro an are'hant-se d'ar paour, hag ez pezo eun tenzor en nemv. » Na pegen eurus e vœ ar zant o kaout ar c'homzou-ze !

Digeri a reas eun eil tro leor an Aviel, hag an dro-man e lennas : « Na zouzit netra dre an hent ! » En enor d'an Dreinded santel, e tigoras al leor eun drede gwech : « An nep piou bennak o fell d'ezan dont d'am heul, ra zeuio d'en em zilezel e-unan, ha dougen e groaz ! — Va breudeur, eme kerkent ar Zant, setu aze hor buhez, hor reolenn d'emp ha da re o devezo c'hoant dont ganeomp. It, ha henilhit al lavarou-ze. » Goude beza trugarekaet an Aotrou Doue eus ar vadelez en doa bet o respont ker fraez d'o gouleenn, an tri den mont er maez eus an iliz, hag en em zispartia



evid eun amizer. Bernez a C'hentavall a werzas e vadou ha leveou, hag o veza ma oa pinvidik bras, ha ma renkas pep tra gand urz, e kollas meur a zervez gand al labour-ze.

Kemend-all a rae Per eus e du, met distér e oa e beadra. Fransez a rannas an arc'hant en o an, hag a rôas d'ar beorien beteg ar gwenneg diweza eus priz o gwerzedigez, ha da c'houde ez ejont o zri asatables, ker paour ha ker paour.

Da bep himi anezo e reas ar Zant eur gwiskamant henvel ouz e himi, hag e savas evito bag evitan eul lochenning e kichen chapel ar Porsionkul. Eno eo ez eas da chom ganto, dindan sell karantezus an Itron Varia.

Petra eo bet d'an diskibien genta mont da heul Fransez ?

Galvet e oant gant Doue. Graet en doa ar Zant traou ken dishenvel dipouz obercou an dud all, ma oa kemeret er penn kenta evid eun darzod, eun den diskiant; disprijet e oa bet gand eur o'halz a dud. Met Doue a oa gantan. A nebeudou e trôas an dud devot gantan, hag e zifenn a rejont.

Ha mat eo da bep den ober evel Fransez, ha mont da glask e voned evit plijout da Zoue ?

Nann zur. M'hoch eus e'hoant beza da Zoue muioc'h eget n'oe'h bet betek-hen, it da vreur, da veleg pe da leanez, mar d'och dize-mez ha galvet gant Hor Zalver. A-hend-all kemerit skouer war an dud devota eus hoc'h anaoudegez hag eus ho renk, ha poagnit da zerivicha Jezuz-Krist gwelloc'h c'hoaz egeto; en doare-ze e vezoc'h war an hent mat.



Bleuniou Sant Fransez XI^e Pennad

*Sant Fransez a ra da Vaze, Pe eur wiblenn gand an avel.
Eun devez, gandan war vale Hag en dro 'ya betek koueza,
Trei ha trei 'vel cur gornigell, Kent monet war hent Siena.*

Eun devez ma oa Fransez oc'h ober eur bale
Eun tammig arôk d'ezan e vignon Breur Maze,
En em gavjont, o daouik e kichen eur groaz hent,
Met, trezek pelec'h monet, sionaz, nann, ne ouient.
Tri bent bras, e gwirionez, a 'n em groaze eno :
Hent Florans, hent Siena, hag himi Aredzo.
Breur Maze a zistroas hag a lamas d'e dad :

« Gouzout, pe hent de gemer, eo dleet d'imp ervat. »

— « Vel ma plijo gant Doue

— « Eme Fransez, n'eo ket gwir ze ? . . . »

— « Eo, met penôs e c'halfomp-ni

Heu lakat us d'imp da skedi ?

'Lavaras, raktal, Breur Maze,

Eun tammo diskredik, marteze,

— « Setu anan penôs 'vo kont

— « A respondas Fransez, dispon :

— « P'az eo gwir e tleet senti,

— « Ha ne fell ket d'in brabanti,

— « Greomp aman eur spanaenn ; (1)

(1) spanaenn : pause.

« Hag e kaofec'h trenk ma soubenn,
Tale'fet da vont endro, endro.
« Ken ma lavarin d'ec'h : Ho ! Ho ! »
Maze' sentas dioustu; evel eur gornigell,
Ar pôtre a ya endro, e gougoul en avel.
Abred mezevennet, e kouez war e c'henou.
Evit sevel kerken, en e gerc'hen eul liou !
Ped kwech ne ledas ket e gorf war an douar !
Ha Fransez dirazan a chome dilavar.
Piou 'lavaro pegeit e padas ar c'hoari ?
Met red a vezoz trei : Maze 'renko senti;
Ha dre gaer pe dre heg, e renko ar gudenn
Bezan eun dro bennak dibunet penn-da-benn.
Ma vlanka e ziouhar, Maze a dale'h bepred.
'Servij ket souz adrenv, plegan d'ezan 'zo red.
Pa glev 'velkent Fransez, o lavarout d'ezan :
« Ho ! Ho ! ma mignon ker, awalc'h 'vel-se breman. »
Ha Maze ha paouez neuze monet endro,
Gleb dour gand ar c'houezenn, hag ar paour skuiz maro.
 « Alo ! Maze, eme Fransez,
« Bebit bremen ar vadelez,
« Da lavarout d'in me, dioustu :
« 'Trezek pelec'h 'n em gavet-hu ? —
— « Hent Siena 'zo dirazon,
« Ha ma lavar a zo gwirion. » —
— « Ac'hanta neuze, Breur Maze,
« Sed an hent a fell da Zoue
« Hon gwelout, hep mar, o kemer ;
« Deomp arôk hag hastomp kaer. » —
Met ar paourkaez Maze ne deo ket 'vit kompreñ
Evit petra Fransez, en doa lakêt 'n e benn,
Ober d'ezan 'vel-se trei 'vel eur gornigell,
Ha bezan kemeret, c'hoaz, 'vel eun den diboell,
Gant kement baleer 'dremenje dre eno.
Met war ze, da Fransez, Maze gér na laro.
 Eun dro bennak, en em gayjont e kichen kér Siena,
Ma oa kaeriz ouz o c'hortoz, ha mall gante ken a oa,
Da Ober d'an daou beajour, sur, ar gwellan degemer.
Hag int monet en eur vandenn, eur pennadig er maez kér,
Ken leun o c'halon a doujans m'o tougjont d'an Eskopti :
O lezel o daou da vale, ze a vije bet re gri.
Hag er penn-kér p'an arrujont, e oa tud en em lardan :
An eil skôe war égile, pepini diouz e wasan.
He kement, ma oa daou ane, o c'horf maro astennet.
Eun druez spontus o gwelout, er gwad dindane poullat.
Sant Fransez a dal m'o gwelas, ha monet en o betek,
Hag Ober d'eze eun tammo skol, 'n eun doare ker karadék,
Ma rejont ar peuc'h entre-ze, ha roet gante o gér.
Da 'n en garout evel brendeur, e c'hejont sioul holl d'ar gér.
Ar c'helou ze arruet, abred en Eskopti,
An eskob bedas ar sant da diskenn en e di.

Hag int degemeret mat, eno, diouz ar c'hentan,
Ha pedet war ar marc'had, da chom, c'hoaz, da lojan.
En de warlerc'h ar beure, 'rök ma tarze an de,
E oa an daou beajour, savet diouz o gwelle.
Ha Fransez, klavy e galon, gant kement aenor,
Hep chom da droïdellât, 'gavas abred an nor.
 « Alo ! Breur Maze, ma mignon,
« Awalc'h 'vel-se a aluzon,
« Done hepken, war an douar,
« Dellez (1) kavout enor ha gloar,
« Deomp arôk, hastomp affo,
« Kuit da lavarout : « Kenavo ! » —
Nebaon, Maze, e benn a-dreuz
A gave an dro gwall disneuz.
Hag en eur gerzout war e bent
E krosmole entre e zent :
 « N'eo ket ar re man troiou, evelkent da ober !
« Petra na rafe ket 'ta, c'hoaz, Fransez ma breur ker,
« D'ec'h du-hont 'kreiz ar c'hroazhent 'ré d'in monet endro,
« Hag hirie e ya arôk, hep larout kenavo.
« Pa ver het 'n eun eskopti, ken degemeret mat,
« E tieer, me gred, 'velkent, gouzout trugarekât.
« Red eo en defe Fransez, a-grenn kollet e benn
« Evid ober, memez tra, troiou kamm evel-hen. »
 Hag e chomas Maze, da 'n em sonjal, neuze,
Sklérijennet rakatal gand an Aotrou Doue,
E teus da gompreñ, e oa èt pell ganti,
En eur varn, evel-se, e dad, hag hen disi.
 « O, Maze ! O den divalo !
« Gwasan ma 'z eo 'da benn goullo !
« Da betra kement a fouge ?
« Daoust haghien e vefe d'it-te
« Da-varn, bremen, oberou kaer,
« An Aotrou Doue, Hon C'hrouer ?
 « E-kreiz punz an ifern, eno, eman da blas
« Ha di, 'eo tremet poent, d'an diaou koz dont d'as kas,
« Ma vezoz desket d'it, petra eo kaout fouge,
« Orged ha brasou, kel 'liès ha bemde.
 « Fransez, da dad, deo'h diwezan,
« 'Rê treou ken marzus, a gredan,
« Mar deo dreist galloud ael Doue,
« Ober burzudou evel-te.
 « Ya ! Ya ! ma fôtr, kaer 'po c'hoari,
« Da gentan, eo red d'it senti,
« Hag e teufe Fransez, da dad
« Da larout d'it mont a veg-troad,
« Da beskefa, gand eur vinell
« War ribl stank eur vilin avel,

(1) Dellezout : mériter.

« N'eus ket da lavarout, gwelout 'ran, mat, breman,
« Doue, 'pad hon beaj, a oa a-du gantan.
« M'hen dije ket galat, Breur Fransez, dont a benn
« Da glozan mat an treou, du-hont war ar blasenn,
« Na ped 'vije ket êti, o gwad holl da redek.
« Varliere'h an daou baour kaez, e ker gwas lac'hadeg.
« Gant eun taol gourglez, e ver abred skubet,....
« Ar c'horf, war an dachenn, ken aezet astennet !
« Met ar pez'zo gwasoc'h, pelec'h 'ya an ene !
« D'an ifern gand an diaoul, ha ze hep marteze.
« Red 'eo, e vefe 'ta, o Maze ! tremenet
« Ar bezan sod ganit, ha gant tan an orged,
« En tu-hont, da spered, ya, laouen, tremen dall,
« Eus eur sant 'vel Fransez, 'vit sonjal kement all.
« Ar pez 'zo tremenet, war ze ne deuan ken,
« Ha Fransez, sklér mat eo, 'oa Doue ouz hen ren. »

Sed aze ar mennoziou, a oa o rodellât
En e spered, gant Maze, ha diwarhenn e dad.
Met sklerijennet ive, Fransez, a-berz Doue
E-kreiz kalon e vignon, aezet brao a lenne.
Ha Fransez 'n eur dostât : « Glevit ket, Breur Maze,
« Ho mennoziou breman, 'deu d'ec'h a-berz Doue
« Dalchit mat d'eze 'n'ho spered,
« Ha well gante en em gaoet.
« Ha koulskoude, selaouit mat,
« Bremalik pa oac'h o krosmolât,
« Ez oa an diaoul, dre orbidou,
« O vontan ennoc'h pennadou,
« Ez oa Paolig, tad ar gevier
« O c'houezan ennoc'h. ma breur ker.

Hag e welas sklér, Breur Maze, penôs Fransez e vignon
N'alle ket bezan evitan, netra kuzet 'n e galon.
Pelec'h tec'hout? Red 'oa ananz : En peh tra 'oa Sant Fransez.
Renet gand an Aotrou Doue, hag hervez ar guir Furnez.

POTR JULUEN.



Misionou

Pedit kalonek evid ar misionou graet gant hon Tadou, ma tou-
gint fruez puili evit gloar Doue ha silvidigez an eneou.

E Plougonver (Eskopti Saint-Brieg), eus an 11 d'ar 25 a viz
Kerdu, gand an Tadou Barnabe, Fuljans, Tugdual hag Ivon.

Kenvreudeur an Dredé-Urz, evit kement-se, livirit, mar plij,
3 Ave Maria hag ar bedennig : « Hon Tad Sant Fransez, pedit
evito. »



LOURD, katekiz beo

UNNEKYET DEVEZ

Lourd ha devosion ar Groaz

Mister ar Redamsion a zo bet echuet war ar Groaz, her gwelout a raemp dec'h. D'ar mareze, n'oa ket poaniusoc'h na mezusoc'h benveg da lakaat an dud d'ar maro : ar sklavourien a veze lakaet d'ar maro koulz layarout atao dre ar groaz. Kement-se a ro d'emp da gomprent en dije Hor Zalver choazet ar benveg-se, c'hoant gantan da ziskouez d'emp brasoc'h karantez dre vrascoc'h poan : « Hor c'haret en deus betek mervel evidomp », hervez komzou an abos-tol Sant Yann.

Hogen m'en deus bet Jezuz poan ha mez en e Basion hag en e varo, revenez ha gloar en deus bet ives pa zavas eus a varo da veo hag pa bignas d'an neny. Pec'hent Lourd a gan er « Gredo » : « Resusitet eo d'an trede devez evel ma oa skrivet; pignet eo d'an neny, aezet eo en tu dehou d'an Tad, dont a ray ac'hano, en e c'hoar, da vari ar re veo hag ar re varo, hag e rouantelez na vez fin ebet d'ezzi. »

Ar Groaz he-unan a gemer perz e gloar an Hini a zo maro warni. Gwelet e vez, hervez komz Hor Zalver, o lintra skedus en oabl, pa vezoz lost ar vari diweza. Da c'hortoz ar devez-se, Iiz an douar a zo falvezet ganti diskouez he resped d'ar Groaz ha rei enor d'ar benveg a zo bet kemeret gant Jezuz evit savetei ar bed : ar groaz a zo war beg an touriou, war an aoteriou, ebarz an tier kristen, er c'hoaz-henchou, er berejou ha war bezion ; gand an dud fidet e vez douget evel o banniell; sin ar groaz, erfin, eo merk ar c'hristen hag e c'heff bezza graet e pep lec'h hag atao.

Dereat e oa e vije ives e Lourd, e Lourd dreist-holl, rentet enor ha gloar d'ar Groaz. Her graet e vez, Kement-se a zo bet graet zoken adaleg an devez kenta ha gand an Ifron Varia.

D'an 11 a viz c'houevr 1858, p'en em ziskouezas da Vernadett, Mari e oa ganti eur chapeled ouz he brec'h hag e pem ar chapeled-se, e oa eur groaz aour. Daoust ha ne oa ket deski d'emp ez eo ar groaz eun dra prizius meurbet, eun dra hag a zo dleet d'ezan kaout atao eur plaz a enor.... — Hag, evit pedi ar plac'hig da lavarout he chapeled, e kemeras Mari ar groaz en he dourn evid ober sin ar groaz ha Bernadett ober kement-all.

Komz a reer alies ouz sinou ar groaz Bernadett : « O ober a rae, pa wele ar Werc'hez, en eun doare dudius, dre m'o rae evel Mari. An dud diredet da Vasabiel ha na c'hellent ket gwelout ar Werc'hez Vari, a wele, da vihana, Bernadett estlammet oc'h ober sin ar groaz, ha kalz outo a gredas e oa ar Werc'hez eno abalamour d'ar zin-ze, — Unan outo a lavare en eur zont diout-ar grott : « Ma vez graet sin ar groaz er baradoz, ne vez graet nemet evelse ». Diwezatoc'h, e lavaras tud a Iiz da Vernadett : « Diskouezit d'emp penaos e rae ar Werc'hez sin ar Groaz. »

Neuze Bernadett chom eur pennadig da zonjal hag ober ar zin

dudius en doa, abenn neuze, diazezet feiz meur a hini ha distroet meur a bec'h er war-du Doue.

Kenderc'hel a reas Bernadett d'ober sin ar groaz evelise betek he maro. War he zremenvan e voe gwelet o pokat goustadik ha gant karantez da bemp gouli Hor Zalver war ar c'hrusfi, a zalc'h etre he daouarn, Gondeze e tiskouezas, dre zin, he doa c'hoant da eva; met aroak tostaat he muzellon ouz ar volenn, e reas gant devosion ar mell sin ar groaz he doa desket digand ar Were'hez glorijs Vari, hag ar zin dudius-se a dencreas kalon testou he eur diweza, evel m'en doa teneret kalon an testou a voe ganti pa welas ar Were'hez.

Dre ar pez hon eus lavaret er gentel-man, e komprener mat e vefe rôet e Lourd eun enor dispar da Groaz hor Zalver Jezuz-Krist. Komzet hon doa dec'h ouz Hent ar Groaz menez an Espelug, ar c'haera hini a zo e Franz. En eur zevel e kaver ar groaz vrás a astenn he divrec'h a-us kér Lourd, evel evit he diwall. Pa ziskennner, e kaver eur mell kroaz all e kichen ar c'heviou. Izeloc'h c'hoaz ha tostec'h d'an ilizou, e kaver, en eur c'hoaz-hent, kalvar Iwerzoniz : eur groaz vein eus ar c'haera, kinniget da Itron Varia Lourd gant tud fidel Iwerzon. War ar groaz-se e weler, kizellet endro da skeudenn ar C'hrist, pemzek mister ar Rozera; kaer eo, ha kouls-koude ne chom ket marteze ar pec'hinered pell awalc'h da zellout outi.



Kalvar ar Vretoned e Lourd

Pelloch'e chomont, ha mat a reont, dirak kalvar ar Vretoned, savet e penn plasenn ar Rozera ha kinniget da Itron Varia Lourd a gant katoliked Breiz-Izel. Henvel eo ouz meur a galvar all a gaver ker stank en hor bro. Ar C'hrist hag ar Groaz a zo bet kizellet er memes maen. Endro d'ar groaz ez eus peder skeudenn vrás : re an Itron Varia, Sant Yann, Santez Mari-Madalén ha Sant Lonjin, ar c'habiten roman a voe distrôet war-du Doue, en eur welout Jezuz-Krist o yervel. Bras ha kaer eo ar c'halvar-ze, din eus Breiz ha din eus Lourd.

Enoret eo c'hoaz ar-groaz e Lourd en eun doare all; ret eo hel lavarout araog echui. Epad kan ar « Gredo », e c'heller gwelout o

lintra, skedus war an oabl tenval, kroaz beg ar Jer. O sellout outi, e leu da zonj d'eomp e vezoz gwelet, hervez komzou Jezuz, sin Mab an den oc'h en em ziskouez en nenvou da fin ar bed, evit diougan rouantelez peurbadus Doue, ha neuze e saludomp douar zantel Lourd evel porz ar baradoz.

SKOUPER

Paredigez Valentina Gougaud, 27 vloaz, eus Roazon.

Adalek hé bloaveziou kenta Valentina Gougaud a zo bet skoet gant klenvejou hag o deus graet eur c'halvar hir ha poanis eus he bugaleach hag eus he yaouankiz. Bez 'he doa an holl glenvejou a zeu da heul klenved ar skevent. N'eo ket souez eta e vije sempl ha toc'her. Met, kollet ganti he mamm, Valentina Gougaud a oa ret d'ez i entent ouz ti he zad, ha gounit he boued. Hen ober a rae gant kalz a nerz-kalon, pa c'helle chom war zav. Chanch a rae micher, dre ma tisterae he nerz.

Er bloavez 1916, Valentina Gougaud he deus kement a boan en he lez kleiz, ma 'z eo ret d'ez i denc'hel eur gorzenn blastr epad dek'iz. Diwar neuze e c'hellas ober eun draig bennak, betek miz here 1918, met heb azeza na plega he glin. Da viz here 1918, ar c'hlenned hag ar boan a grog en he gouzoug hag en he c'hein. Pa glask, daou viz goudé, ober eun tammo labour bennak endro d'an ti, ez eo ret d'ez i chom daoubleget ha stouet he fenn, rak eur boan skrijus he deus en he livenn gein.

Da viz gouere 1919, ez eo digemeret en ospital Sant Eozen, e Roazon, ha louzaouet epad daou vloaz da genta ouz gouoniñ he livenn gein ha da c'houde ouz ar c'hlenned hanvet e galleg « néningite ». Ar boan he deus, pa 'z eo ret d'ez i final he fenn pe he c'horf, he lak da yudal.

Mont a ra da Lourd gant pec'hinered Roazon d'ar meurz 14 a viz Even 1921, testeni mestr-medisin an ospital ganti evit diskouez e oa fall he yec'hed. Er plastre eman he gouzoug ha sounnet eo he gar gleiz.

D'ar 15 a viz Even, pa oa tennet ar gorzenn diganti, ha pa oa soubet er pisin, Valentina a vennas koll he fenn hag a reas eul lamm hep her gouzou. Adalek neuze, e torras ar boan. Kaset diousta dirag ar c'heo, ar plac'h yaouank a gredas e oa pare mat, met ne lavaras netra da zen, c'hoant ganti da c'hellout bale araog embann he fareans. Diskenn a reas eta en dour evit an eil gwech, goudé krezez, hag an taol-man, ne zantas nemet plijadur. He gar ne oa mui sounnet; he lez hag he glin a blege. Bale a reas d'an abardaez en ospital hep diaezamant ebet, ha debri a reas eur mell pred, hi ha n'he doa kemere, meur a viz a oa, nemet eul litrad laez bemdez.

D'ar yaou 16 a viz even, ez eo bet diskouezet d'ar vedisined, er bureo, bag e weljont e oa bet pareet mat ha pareet en eun taol eus an droug Pott, eus ar boan he doa en he gar hag eus klenved he skenved.

Yac'h eo chomet abaoe. Ar vedisined o deus hen embannet, pa 'z eo distrôet, ar bloaz warlec'h, da Lourd evit trugarekaat an Itron Varia. Erfin, digemeret e urz servicherez ar boerien, e Anjers, Valentina Gougaud he deus gwisket dilhad a leanezed d'ar 25 a viz meurz 1925, ha kemere an Bernadett.

D'hol lennerien



Sant Nikolaz⁽¹⁾

an tri bugel
hag ar c'higer.

Gwerz koz trôet diwar ar galleg.

DIŞKAN

Tri bugelig oa o micher
Kutuill bleuniou er parkeier.

5

'N'en gaout 'rejont gand eur c'higer : « Dibri 'rafec'h eun tamm kig gad ?
« Kiger, 'n ho ti loja 'c'heller ? — O, ne rin ket, rak n'eo ket mat.
— Deut, deut em zi, bugale geiz — Eun tamm kig leue zebrefec'h ataou ?
Aman an holl a gay lojeiz. » — O ne rin ket, rak n'eo ket brao.

2

A vec'h int aet e-barz an ti,
Ar c'higer kriz laz o zri,
A dammigou, 'vel moc'h, o draillh
Ha da salsa o lak er baih....

3

Sant Nikolaz, goude sez vloaz,
Sant Nikolaz eno 'zeus,
En em gavas gand ar c'higer :
« Daoust hag aman loja 'c'heller ?

« Kiger, kiger, o, na dec'h ket;
Ma 'c'h eus lac'h, vi pardonet. »
Ha, gant tri biz, Sant Nikolaz.
A-zioe'h ar baih, 'ra sin ar groaz...

6

Me fell d'in kaout ar c'hig tener
Chommet er baih sez vloaz amzer ! »
Hon den, pa glev eur seurt goulenn,
A droc'h er-maez, e-giz eun tenn.

7

« Kiger, kiger, o, na dec'h ket;
An eil 'laras ar memes tra,
Hag an trede 'laras : « Bennoz !
Me sonje 'oan er baradoz. »

BASTIEN.

8

— Sant Nikolaz, deut, deut em zi; Kousket mat 'm eus, 'me ar c'henta.
Neket lojeiz ennan 'fazi. » An eil 'laras ar memes tra,
Oa nemet aet e-bars a-boan, Hag an trede 'laras : « Bennoz !
Ma c'houlennas eun tamm d'e goan. Me sonje 'oan er baradoz. »

Eur bloaz a vez hep dale abaoe m'eo digouezet « *Kenteliou Sant Fransez* » en ho touez. Bez 'e oa himennou ha n'o doa ket kalz a fizians e vije aet mat en dro eur gelaouenn nevez skrivet e brezoneg. Her gwelout a raer evelato, n'oa ket lec'h da gaout aon : « *Kenteliou Sant Fransez* » a zo sounn en o zav, ha n'o deus ken sonj nemet kreski ha gwellaat e pep doare. Sant Fransez en deus benniget hol labour, hag e vulage, ken niverus ma 'z int en eskoptiou Kemper ha Sant Brieg, a zo bet eurus bras da gaout eur gelaouenn hag a gomz d'ezo eus o Zad hag eus e gelemadurez ken yaç'h, a gont d'ezo buhez ar zent eus tri urz Sant Fransez, hag a glask o unam etrezo dre rei d'ezo bep miz kelot eus ar breuriezou breizek.

Trugarez d'ar skrivagnerien gouiziek a skriv evidomp, en despet d'o labouriou, pennadou ker talvoudus d'an eneoù ha ker plijadurou da lenn. Ma 'z a « *Kenteliou Sant Fransez* » mat en dro, eo dreist-holl abalamour d'ezo, ha d'ezo eo da gaout ar c'henta menleudi.

Trugarez ive d'hol lennerien. Lod anezo o deus bet ar vadelez da lavarout d'emp pegement a blijadur a rae d'ezo ar gelaouenn-man gant he skeudennoù kaer hag ar pennadou skrid war bep seurd traou a vez kavet enni. Eurus bras ez emp bet da glevout kement-se.

Ha pegwir e ra « *Kenteliou Sant Fransez* » plijadur d'eoc'h ha vad d'hoec'h ene, lennerien ger, grit ar pez a zo en ho kalloud evid o skign en dro d'eoc'h, dre garantez evito ha evit ho nesa. E touez o kerent hag hoc'h amazeien, ez eus meur a hin bag a vefe eurus d'o reseou. Roit-i d'ezo da anaout ar c'henta gwalla. Ra gavo pep-hini ac'hanoec'h da vilhant eul lenner nevez ! Ha neuze e vez mat an traou, hag e vezoc'h benniget gant Hon Tad Sant Fransez, rak dre-ze ho pezo labouret da renta gloar d'an Aotrou Doué ha da sklerijenne an eneoù.

Ha breman hol laoskit da rei d'eoc'h eun nebeud alioù. Bez' emomp er penn diweza eus ar bloaz 1927, ha digouezet eo ar mare da baea evid ar bloaz a zeu, rak e miz Genver a vez kemeret an holl koumananchou ha paet e vezont dioustu er penn kenta eus ar bloaz.

Er skrid hon eus kaset d'eoc'h evit rei da anaout ar gelaouenn nevez, e tisklerimp he devije 16 pajenn da genta. Her gwelet eoc'h eus, adaleg an 2 niverenn he doa 20 pajenn, ha betek 24 he deus bet da c'houde.

Daoust da gement-se, hag evit d'ar paper beza ker ker all (*ardog ar brezel e kouste 3 gwenneg al lar ha bremen... 7 real !*), e fell d'emp mirout ar memes priz (6 l.), eus forz pegem izel eo. M'en defe unan bennak ar vadelez da rei eun aluzen ouspenn, evit sikour « *Kenteliou Sant Fransez* » da wellaat muioc'h mui stumm, e lavarfemp « bennoz Doué » d'ezo a greiz kalon.

(1) Gouel Sant Nikolaz, patron ar vugaligou, a vez graet d'ar 6 a viz Kerzu.


* *

Ar gwella feson, hag an hini a goust an nebenta, da zigas d'eomp an arc'hant, eo ar « mandat-carte rose (Chèque postal) ». Ne goust nemet eliz gwenneg, n'eus forz pegement a vez kaset; her goulenn digand ar bureo post pe digand ar « facteur »; int a lavaro d'eo'h petra a zo da skriva warnan; adres « *Kenteliou Sant Fransez* » e kavit war ar bajenn genta eus golo ar gelaouenn.

Fizians hon eus e chomo ganeomp evit 1928 holl lennerien 1927 hag hon devezo ospenn eun niver bras a re nevez.

Eun nebent niverennou hon eus c'hoaz a bep miz eus ar bloaz 1927. Alia a reomp hol lennerien nevez d'o chouleñn holl; evit 2 skoed hepken e c'hellint kaout eur bloavezziad.

Trugarez eur wech c'hoaz d'an holl, ken labourerien ha lennerien, hag holl d'al labour evit skign bepret muioch mui « *Kenteliou Sant Fransez* ».



Pedomp evit hon anaon

Breuriez Plouvorn. — 1^o) Janed BIHAN (*C'hoar Anna-Mari*), resevet en Trede-Urz d'ar 7 a viz Gouere 1905, maro d'an 23 a viz Meurz 1927.

2^o) Franzeza AR BIHAN (*C'hoar Elizabeth*), resevet en Drede-Urz d'an 8 a viz Kerzu 1913, maro d'an 48 a viz Mae 1927.

ALI

Breuriezou an Drede-Urz a zo e gwirionez eur familiñ elec'h mañelez beza an holl membrou unanet dre ar garantez ha douget d'en emzikour. Setu perak e c'houlenmomp digand ar renerez pe ar sekretorezed digas d'eomp, ar c'henta gwella goude o maro, anioiou kement c'hoar a vez bet galvet gand an Ao. Doue, evit ma c'hellimp diaouest goulenn pedennou evito digant lennerien « *Kenteliou Sant Fransez* ». Ra vezo aketus pep breuriez d'ober kement-se dre garantez evid ar c'hoarezed tremenet ha da rei d'eomp o anioiou, o anioou-badez, o anioiou e relijion, an dervez ma 'z int bet resevet en Drede-Urz ha m'o deus graet profession, dervez o maro hag o oad.

M'he defe renet unan bennak eur vuhez santeñ dreist dre he c'harantez hag he oberou, e veze mat skriva d'eomp eur gomzig diwar he fenn. Kement-se a rafe plijadur d'hol lennerien hag o dougfe da virout e reoleññ gant muioch a evez c'hoaz.

Resevoir a rafemp gand anaoudegz vat an alzenou a veze røet da heul evid an dispignou mouladur.

Skriva da : M. le Directeur de « *Kenteliou Sant Fransez* », 28, avenue de la Marne, Lorient (Morbihan).

Buhez burzuduz eun douger-sammou MAZE TALBOT

Meur a hini eus hol lennerien o deus goulennet mar veze dasstu met en eul levrig brao ar pennadou skrivet e Kenteliou Sant Fransez diwar-benn buhez burzudus MAZE TALBOT.

MAZE TALBOT ! Eul lampon hag a zeu da vezan eun douger-sammou, eur mezvier eus ar gwass hag a zistro da vat ouz Doue, d'e bemp bloaz war-nugent.

MAZE TALBOT ! Eur paourkæz micherour, eun den a c'houmidigez dister hag a zeu da ren eur vuhez eus ar zantela.

Gwella skol d'ar vicherourien ha d'al labourerien-douar ! Kaera skouer d'an dud yaouank ! En Iwerzon (Irlande) e vro, an holl dud a fell dezo anaoui e vuhez; en eur ober 6 miz, 120.000 levrig a zo bet gwezel.

E Bro-C'hall ar vuhez-se 'zo ive anavezet ha lennet gant milloren ha milloren a dud.

Ni a fell d'eomp hep marc'hata moula en hon yez eur vuhez ken esflammus ha rei da anaout d'ar Vretoned ar c'hentelioù talvoudus a gaver enni.

RA VEZO EMBANNET HA BRUDET E PEP PARREZ BUHEZ MAZE TALBOT !

RA VEZO LENNET E PEP FAMILH HAG E PEP TI !

EUN DRA VAT E VEPE REI AL LEVRIG-SE DA VUGALE AR SKOLIOU, DA VUGALE AR C'HATEKIZ, D'AR BARRIZIONIZ GOUDE EUR RETRET PE EUR MISIÖN BENNAG.

Evit n'en do den ebet digarez da chom heb e lenn, ni a zo eurus da rei pep levrig evit dek gwenneg hepken, ar mizou-kas ospenn	
1 levrig	dre ar Post
10 —	—
25 —	—
50 —	—
100 —	cot postal, 3 kg
150 —	— 5
300 —	— 10

Skriva d'an Tad THEODOR ROUSSEL
28, Avenue de la Marne, LORIENT.

Chèques Postaux de Nantes, — C.c. 46.28.

EUR C'HANTIK KAER NEVEZ !

An Eured Kristen

Meur a wech hon eus klevet klemmou, abalamour ne veze kavet kantik ebet da gana, war Zakramant ar Briedelez, da genvor an eurejou. Setu perak hon eus graet moula ar c'hantik kaer a zo bet gwelet dija war *Kenteliou Sant Fransez*, miz Eost.

Ne vezo ket dies lakaat tud an eured da gemer ar c'hantik-se. Gouennit eta kantik *An Eured Kristen* :

P. Théodore Roussel, 28, Avenue de la Marne, Lorient.

Priz : 22 real ar c'hant, dre ar Post.



Ar pab Pi-IX a embann ez eo mister ar Wer'hez dinamm
krouet eur gredenn a feiz.

Cum permisso Superiorum.

Le Gérant : G. LE BAYON.

Moulerez AR BAYON-ROGER, 13, Tachenn Alsace-Lorraine, en Oriant.